4300

# AN AVIEL,

HA

# MEDITACIONOU

*Tennet eus re c'hallec an Abat* DUQUESNE,

*Gant an Oaron* RICHARD,

*Person Peurit-ar-Roc'h.*

TOM PÊVAR.

B
165
3
R C

E MONTROULEZ,

E ti LÉDAN, Imprimer-Libr, ru ar Pave.

1819.

BIBLIOTHEQUE
QUIMPER
DIOCESAINE

Diocèse de Quimper & Léon
Document numérisé en 2016

# AN AVIEL MEDITET.

## CCXXXVII. MEDITACION.

*Jesus a antre en Jerusalem hac a ya d'an Templ.* Maze. 21. 10-16. Marc. 11. 11. Luc. 19. 45-46.

1. „JESUS o veza antreet en Jerusalem, qær ol „ a oe en mouamant, hac e lavaret : piou eo „ hemàn? Ar bobliou a respontas : hemàn eo „ Jesus ar Profet peini a so a Nazareth en Galilee.„ An drouz eus ar foul a renqas evel difuni an habitantet a Jerusalem, ha, pe dre guriosite, pe an eil o heuill eguile, e c'houlenjont piou e oa an hini evit peini e cried evelse. Dont a rêr avichou da glêvet ur predicator, abalamour ar brud anezàn a anonç un dra benac dreist-ordinal; mes ne deuer qet evit clasq ar zilvidiguez. Ar re a respontas e voa Jesus ar Profet a Nazareth, marteze ne gredent qet comz sclêroc'h. Pebes maleur, pa vezer ampechet

da lavarat ar virione en antier, dre aon rac ar re a intêroch pe a zelaou!

2. *Hac o veza distroet da Jerusalem, ec'h antreas ebars en Templ an Otrou-Doue. Chasseal a eure qement a verze hac a brene ebars en Templ; discar a eure toliou ar chencherien, ha cadoriou ar re a verze coulmet, hac e lavaras dezo : ha n'en eo qet scrivet : Va zi a vezo hanvet un ti a beden, ha c'houi oc'h eus grêt anezàn ur c'havarn a laeron.* Jesus Mab hac Heritour David, ne ya qet da Balez ar Rouane evit qemer possession eus e Rouantelez; mont a ra d'an Templ evit ober deomp compren penos e rën ne dle qet rêy disfianç da Rouane an douar, penos e Rouantelez a so spirituel, penos e teu evit ober renta d'an Otrou-Doue un benor parfet ha dign eus e c'hrandeur infinit. Cetu aze perac e tisqeuz ebars er Pasq diveza-màn ar memes zêl en evoa disqeuzet evit ti an Otrou-Doue en comançamant e bredicacion, pa n'en devoa c'hoas nemet pêvar Disqib. Antreomp ebars en desseniou hon Roue, preparomp d'an Otrou-Doue ebars en hor c'halonou un Templ Santel, en peini e rëno ar justiç, ar respet hac ar garantez.



3. *Neuze tud dal ha tud cam a deuas d'e gaout d'an Templ, hac o guellâs.* Ar Roue neve-se ne ro na madou na digniteou, na cargou; mes ar pez a dremen infinimant pouar an ol Rouane, renta a ra ar guelet d'an dud dal, ober a ra d'an dud cam qerzat etiu. Qementse n'en deo c'hoas nemet un imach eus ar miraclou spirituel a ra ebars en hon eneou; hac ar burzudou spirituel o-unan, n'en int nemet ar breparacion eus ar burzudou a ray ebars en eternite var ar c'horf hac an ene eus e sujedi fidel, ous o glorifia ebars en ên, hervez e bromessaou. Deomp eta d'e gaout d'an Templ, profitomp eus an instruccionou a rêr eno, eus ar sacrifiç a offrer, eus ar graçou a zistribuer; goulennomp beza sclêrijennet ebars er feiz, adlaqet ebars en hent ar justiç, evit ma vezimp sujidi dign eus ur Roue qer bras.

4. *Mes Princet ar Vêleyen hac ar Scribet o velet ar miraclou a rê, hac ar vugale pere a grie ebars en Templ, gloar da Vab David, o devoe un despet vras, hac a lavaras dezàn: Clévit a rit-hu petra a lavar ar vugale-se?* Ah! peguen injust eo an anvi! Seul-vuy a vad a refot, seul-vuy a zroug a vezo ouzoc'h; an adversourien jalous-se ne vezint contant

nemet pa o devo troet an ol enep deoc'h. Ha ne ve nemet ur voez en tu ganeoc'h, ha ne ve nemet moez ur buguel, pe ur personach ar muya dister, aoüalc'h eo evit alumi fulor an dud anvius. Mes ne baouezit qet evit-se da ober ar vad : imitit Jesus ha souffrit gant paciantet.

5. *Jesus a respontas dezo : mes, n'oc'h eus-hu qet lennet? Tennet oc'h eus ar veuleudi parfeta eus a c'hinou ar vugale vian, hac ar re a so c'hoas o tena.* Peguer cre ha peguer douç er memes amzer eo ar respont-se! Jesus ne ra qet a rebechou d'e adversourien ; rapporti a ra hepqen un andret eus ar Scritur, ha ne rapport nemet ar pez a so necesser evit en justifia, hac evit disqeuz penos ar brofeciou en em accomplis en e bersonach, hep ajouti ar c'homzou a deu varlerc'h, hac o dije grêt muy a gonfusion d'ar Vêleyen ha d'ar Scribet. Imitomp an douçter-se eus a Jesus betec ebars en occasionou en perc e zeo ret deomp comz evit en em difen. Hanaveomp ive dre ar pas-sach-se eus ar Scritur peguen important eo disqi abred d'ar vugale cana meuleudiou an Otrou-Doue, celebri e hano hac e c'hran-deuriou. Pebes crim ebars en ur famill, pa gomanç bugale gristen da exerci o moez dre



ganaouennou profan, dishonest, a bere ar passionou a ray dezo hep dale santout hac eva ar poezon! Ar vugale a lavar ar pez a glêvont : ne lavarit en o frezanç nemet comzou a venediccion, ha ne lavarint qet a real.

Consaçret oc'h eus, ô Jesus, va c'halon dre ar vadiziant evit beza deoc'h un Templ beo; la-mit eus ac'hanòn ar pez a ouffe offanci ar burete eus ho sellou divin. Ne bermetit qet e rofen biqen antre d'ar jalousi vil hac injust-se peini a zalle ar Judevien ; grit ma reparin, dre va be-nediccionou an injuriou a ra deoc'h oc'h ene-miet. Grit m'en em gonvertissint ha m'en em unissint ganeomp evit ho clorifia. *Amen.*

## CCXXXVIII. MEDITACION.

*Discours Jesus ebars en Templ an deiz eus e driomph.* Yan. 12. 20-30.

1. « Mes beza a oa certen Jentilet eus ar
» re a oa deut da Jerusalem evit adori da amzer
» ar goel. En em adressi a rejont eta da Philip,
» peini a oa à Vethsaïd en Galilee; hac e pe-
» dent anezàn en ur lavarat : Otrou, ni a fel
» deomp guelèt Jesus; Philip a yas da lavarat
» da Andre, hac Andre ha Philip a lavaras da

Jesus. „ Ar Judevien en em dispos da grucifia Jesus, hac an Otrou-Doue a gomanç da zisposi ar Jentilet d'en hanaveout goude ma vezo bet crucifiet. Jesus a vel amàn qent mervel an desteni demeus an nacionou pere hep dale a guemero plaç ar Judevien amcredul. Ar Jentilet-se o deus recours da Philip evit gouzout penos ec'h allint obteni ar boneur da velet Jesus. O hanaout e zomp indign d'en em adressi directamant da Jesus, implijomp intercession ar Zent hac an Ælez; hac evel an daou Abostol, sicouromp ar real eus hor possubl, da obteni graçou digant Jesus. *Ni a fel deomp guelet Jesus.* O souhet Santel, ispicial ebars er Jentilet! Peguer ral eo hirio etouez ar Gristenien! O va ene, dezir guelet Jesus dre ur feiz beo ebars er Zacramant, ebars en Tabernacl; dezir en em vezur anezàn, dezir er guelet dre un affeccion sincer ebars en orêzon, dezir en em antreteni gantàn, dezir er guelet ebars er gloar, dezir rën gantàn. Perac n'en òn-me qet bepret occupet eus an dezir-se; perac ne huanadàn-me qet hep-ces entreze Jesus, va fried celestiel?

2. *Jesus a respontas dezo, en ur lavarat: deut eo an heur en peini Mab an Den a dle*



*beza glorifiet. En guirione, en guirione, mè lavar deoc'h: ma ne varv qet ar c'hreunen viniz goude ma ve tolet en douar, e chom e-unan, mes pa ve maro e toug calz a frouez.* Gloar J.-C. a so mervel evit repari gloar e Dad ha sovetât an dud. Ar fin eus e varo eo Redempcion ar bed, santificacion an dud, ar gresqanç eus a vugale Doue, evel ar gresqanç eus an ed eo ar fin evit peini e tle ar c'hreunen mervel.

3. *An hini a gar e vuez, he c'hollo; mes an hini a gassa e vuez er bed-màn, he c'honservo evit ar vuez eternel.* Ar maxim-se, adlavaret qen alies gant J.-C., a sinifi penos an hini peini, evit sovetât e vuez, a renonç d'ar feiz en J.-C., pe a vanq da oboissa d'e Lezen, en em gol evit an eternite; e lec'h an hini peini a zacrifi e vuez qent eguet col ar feiz en J.-C., pe vanqout da oboissa d'e Lezen, a vevo eternelamant. En em examinomp var ar virione-se, en em varnomp, ha n'en em dromplomp qet.

4. *Ma servich unan benac ac'hanòn, heuillit ac'hanòn. El lec'h ma vezin, e vezo ive va servicher. Ma servich unan benac ac'hanòn, va Zad en henoro.* Piou ne zeziro, ne hasto

qet en em laqat en servich J.-C. ? Pebes henor servicha ur Mestr qer bras, qen tener, a beini ar c'hraç a zouten ac'hanomp! Pebes avantach servicha ur Mestr qer jenerus, peini a assur deomp penos goude er beza servichet e zimp gantàn! Ha pelec'h, ô va Doue! d'an ên, d'ar gloar, var e Drôn memes, evit rën gantàn! Hac evel pa ne ve qet aoüalc'h c'hoas, e promet deomp e vezimp henoret gant e Dad. Ha penos e vezo trêtet an hini a fel d'ar Roue, d'an Ol-C'halloudec, da Grouer ar bed da henori? Petra a vezo grêt evitàn? Pebes goel, pebes banqet, pebes magnifiçanç, pebes deliçou eternel! Ah! peguen lijer e parisso deomp neuze hor poaniou! Eurus an hini a zervich J.-C., a zouffr evit J.-C.! Ne vije qet dign eus ur Mestr qer bras, ma ne zisqeuze qet e joa en creis an humiliacionou hac ar zouffrançou.

5. *Bremàn va ene a so troublet, ha petra lavarìn-me?* Jesus a so en em zoumetet d'an ol vizeriou pere n'en int qet pec'het; souffr a ra ah droublien a beini ar zonjezon eus ar maro ar c'hruella a el beza cos. En disclêrya a ra amàn evit disqi deomp penos an droublien a zantomp ni hon-unan, n'eo qet ur



pec'het; penos e zeo memes ul lod demeus hor merit, o veza ul lod eus hor sacrifiç; penos e tleomp caout neuze recours da J.-C., hac e zomp sur da veza soutenet ha consolet dre e c'hraç.

6. *Va Zad, delivrit ac'hanòn dious an heurmàn. Mes abalamour da-se e zòn deut betec an heur-màn. Va Zad, glorifiit oc'h hano.* Ar beden divin-se a zisq deomp penos ec'h allomp goulen gant soumission an delivranç eus an drougou a zouffromp pe a zoujomp; penos e zomp galvet evit souffr, ha souffr en particulier ar pez a ra qement a boan deomp ebars er moment-màn; penos e tleomp goulen bolonte Doue dreist pep tra, hac ar pez a so evit e vrassa gloar, neuze pe ni a vezo delivret pe ni a guntinuo da zouffr, hon eus an assuranç da gaout hor gloar hon-unan hac hor boneur eternel ebars er pez a blijo d'an Otrou-Doue.

7. *Er memes moment e voe clêvet ur voez eus an ên, peini a lavaras : en glorifiet em eus, hac en glorifia a rìn c'hoas.* Doue en eus glorifiet e hano, oc'h ober hanaout e Vab, dre beini an ol nacionou a dle en em glorifia. Doue en eus dija grêt hanaout e Vab dre ar miraclou eus e vuez, hac a ray en hanaou;

c'hoas dre ar vertuziou eus e Bassion hac e Varo, dre ar gloar eus e Resurreccion, e Asçansion, an disqen eus ar Speret-Santel, erfin dre ar vajeste eus e eil donidiguez evit barn ar re veo hac ar re varo. Meditomp ar misteriouse, ha partajomp humiliacionou Jesus evit caout lod ebars en e c'hloar.

8. *Ar bobl peini a oa eno hac a glêvas ar voez, a lavaras a voa un tol curun; real a lavare : un Æl en eus comzet outàn.* Evelse an dud a gleo moez an Otrou-Doue, dious ma vezont disposet ha ma reont attancion; pepini a rêzon var gomzou Doue hervez e ideou. En qichen Jesus hepqen e tistinguer erfat moez an Otrou-Doue, ha digant an Ilis e ranqer caout an esplicacion eus e gomzou.

9. *Jesus a lavaras dezo : n'eo qet abalamour dìn e zeo deut ar voez-se, mes abalamour deoc'h.* An Otrou-Doue a ras clêvet ar voez-se evit creât ar re a grede, convertissa pe gonfonti ar Pharisianet hac ar re o zelaoue; evit otorisa an triomph a Jesus, ha rêy nerz d'e gomzou; evit miret n'en em scandalizjet dre e varo, hac evit ma cretjet e resurrèccion. Ar voez-se a oa c'hoas evit hor c'honsoli ebars en hor poaniou, ha rêy deomp an assuranç



penos qerqent ha ma vezimp en em resinet da volonte Doue, e voez en em royo da entent d'hor c'halon, hac a laqayo ennàn ar peoc'h hac an dranqilite.

Oc'h adori a ràn, ô va Jesus; adori a ràn ar furnez souveren eus a zesseniou ho Tad. C'houi eo ar c'hreunen celestiel, an had divin coezet var an douar, el lec'h ma renqit mervel evit proculi d'ho Tad un eost abondant, ha rêy dezàn qerlies a vuguel evel a zen a gredo ennoc'h, hac a bersevero betec ar maro ebars en ho carantez. Roit dìn ar c'hraç da veza eus an niver-se. Suvetait ac'hanòn, nonpas ous va dispanci da zouffr, mes oc'h ober dìn souffr, santelamant. Bezit va nerz, c'houi peini oc'h eus qemeret va zempladurez evit disqi dìn he zrec'hi ha va zicour d'en ober. *Amen.*

## CCXXXIX. MEDITACION.

*Fin eus a Ziscours Jesus.* Yan. 12. 31-36.

1. „ Breman eo jujamant ar bed. „ Ar bed a ya da varn J.-C., ha dre ar varnidiguez-se memes e vezo condaonet ar bed. Considéromp Jesus ô souffr; ô vervel var ur groas. Qetu aze jujamant ar bed, hac ar jujamant peini a vezo

douguet en fin an amzer a vezo ar memes jujamant. En em varnomp ni hon-unan var ar varnidiguez-se. Barnomp hor pinijen var ar pez a dremen er Jardin Olivet, hor paciantet dre zilanç Jesus ebars en tribunaliou, hor blijadurezou dre e flajellacion, hac hon ambicion dre e gurunen spern, hor gloar dre e humiliacionou, hor pinvidiguezou dre e baourente, hon oboissanç dre e grucifiamant, hor c'harantez dre e oad scuillet, hac ispicial dre ar banac'hou diveza a zortias eus e galon sacr.

2. *Bremàn ar Prinç eus ar bed-màn a ya da veza chasseet ermès.* An diaoul a ya da ober e ziveza efforchou evit ober laqat Jesus d'ar maro; dont a ray aben eus e zesseign; Jesus a varvo, mes Jesus maro a chasseo an drouc-speret, a lamo e bouar digantàn, a ziscaro e idolou, e oteriou, e demplou. Ur fêt eo ha ne aller qet da nac'h; en hano a Jesus crucifiet o deus e Zisqibien distrujet an idolatriach. *Hac evidòn, pa vezìn savet dious an douar, e tennìn pep tra davidòn.* Dre beseurt vertuz, ô Jesus, oc'h eus gallet tenna ganeoc'h qement a nacionou, hac o zenna ganeoc'h en amzer ma varvit var ur Groas? O Croas qer redoutabl d'an natur,



qer mezus, qen detestet gant an dud qent ma voa bet staguet J.-C. ouzoc'h, penos e zoc'h-u deut da veza anseign Roue an Ên, ar merq eus e victor, ha spont an drouc-sperejou? Penos e zoc'h-u deut da veza dezir an Ebestel, gloar ar Verzerien, nerz ar re sempl, consolacion ar re afflijet, deliçou an eneou pur? Penos e zoc'h-u deut da veza ornamant ar pennou curunet, hac un objet a adoracion ebars er bed en antier?

3. *Mes lavaret a rè qementse evit merqa dre beseurt maro e tleye mervel. Ar bobl a respontas dezàn: disqet on eus dre al lezen penos ar C'hrist a dle chom eternelamant; penos e lavarit-u e zo ret ma ve savet Mab an Den dious an douar? Piou eo Mab an Den?* Rën ar Messi a dleye beza eternel; ar Messi a dleye mervel. Cetu aze diou virione pere a barisse difficil d'ar Judevien da accordi; mes e qementse n'en eus muy difficulte ebet evidomp. Ar rën temporel eus ar rouanè à finis dre ar maro; lezel a reont o c'hurunen gant un al; mes rën ar Messi a gomanç ispicial dre e varo; ren spirituel ebars er bed-màn, e lec'h ma rën dre e c'hraç, dre e veritou, dre e speret; rën eternel ebars en ên, el lec'h ma rëno dre e ol buissanç.

Oc'h adori a ràn, ô Jesus, oc'h hanaout a ràn evel Mab an Den, evit ar Messi prometet ha digacet evit sovetât an dud; roit dìn ar c'hraç da veva ha da vervel dindan ho rën spirituel, evit rën ganeoc'h ebars en ho Rouantelez eternel.

4. *Ar sclérijen a so c'hoas ganeoc'h evit un nebeut amzer; qerzit eta qeita moc'h eus sclérijen, gant aon ne deufe an devalijen d'ho surpren; rac an hini a guerz ebars en devalijen, ne oar qet pelec'h e za.* Ar pez a oa da zouja evit ar Judevien, ma ne gredjent qet en J.-C. epad e vuez, eo ne deujent c'hoas muyoc'h amcredul goude e varo, ne goesjent ebars en nos-se a infidelite peini he deus collet an nacion antier. Ar pez a so da zouja evidomp, ma ne brofitomp qet eus a zêl ar Pastor, ar C'hôvessour-se, eo ne goesfemp ebars en dallidiguez, er galeder, ebars en habitud eus ar pec'het, ebars er gonscianç fos, ebars en nos eus ar maro eternel.

5. *Qeita moc'h eus sclérijen, credit er sclérijen, evit ma viot bugale ar sclérijen.* Ar re eus ar Judevien pere o devoa credet en J.-C. epad e vuez, a voe fermêt goude e varo dre ar c'hêlou eus e Resurreccion, dre viraclou an Ebestel; El lec'h an darn-vuya eus ar real ne



ne rejont nemet en em galedi muyoc'h-muy. An hini a gred en J.-C., er sclêrijen eus ar feiz, hac a vev hervez ar feiz-se, a so sur da guerzat ebars er virione. Êruout a ray an deiz en peini ar sclêrijen eus ar feiz en em chencho ebars er sclêrijen eus ar gloar; neuze e velo ar pez en eus credet, e chouisso eus ar pez en eus esperet, e possedo ar pez en eus caret. O bugale eurus a sclêrijen, pere a chom bremàn gant ho Tad Celestiel ebars en ur sclêrijen inconçevabl, en peini e velit pep tra, e chouissit a bep tra; peguer caer e zoc'h recompancet evit beza qerzet ebars en hent ar feiz, an inoçanç, ar binijen! Perac ne imitfen-me qet ac'hanoc'h, pa en allàn c'hoas dre c'hraç va Zalver?

O va Redemptor divin, chasseit eus va c'halon Prinç ar bed; distrujit ennòn e bouar, evit ma rënfot ennòn c'houi hepqen da james. O Jesus savet var ar Groas, Mediator Ol-C'halloudus entre an ên hac an douar, tennit ac'hanòn ganeoc'h, savit ac'hanòn ganeoc'h, evit ne deuyo netra eus a guement a so var an douar da ober impression var va c'halon, d'en souilla, d'en separi pelloc'h diouzoc'h. *Amen.*

## CCXL. MEDITACION.

*Jesus en em denn da Vethani.* Maze. 21. 17. Marc. 11-11. Yan. 12-36.

1. « GOUDE beza lavaret an traou-se dezo, » Jesus en em dennas, hac en em guzas oute. « Ol gomzou Jesus ebars en Templ en deiz eus e driomph, a so bet comzou a zêl evit gloar e Dad; comzou a zacrifiç evit hon redempcion, comzou a zouçter evit e adversourien, a gompassion evit an dud amcredul, a exhortacion evit ar re sempl, a vadelez evit ar re fidel, a instruccion evit an ol. Ha ni, a betra en em antretenomp-ni ebars en e Dempl? Allas! ne ouzomp lavarat netra dezàn. Ne ouzomp nac adori, na trugarecât, na goulen, nac esperi, na carout. Alies en presanç e Oteriou hac e Dabernacl, pe n'hon eus nemet poan ha dic'hout, pe en em antretenomp gant an dud en ur fêçon capabl da denna coler an ên ha da scandaliza an douar.

2. *Ha goude beza consideret pep tra.* Jesus en evoa guelet ebars en Templ profanatourien, hac en evoa o chasseet; tud infirm, hac en evoa o guellêt; Scribet, hac en evoa o c'hon-



fontet; Jentilet, hac en evoa o exocet; tud sempl, hac en evoa o ancourajet, tud fervant, hac en evoa o c'honsolet. Jesus a vel c'hoas bremàn qement a drémen ebars en e Dempl. En peseurt disposicionou e vel ac'hanomp-ni? Pe ni a verit e gomplezanç, pe ni a so dign eus e goler? Pe ni a verit e faveuriou, pe ni a so dign eus e venjanç?

3 *Evel ma voa dija tost da nôs, e partias gant an daouzec* Abostol *evit mont da Vethani.* Jesus en devoa tremenet an devez antier ebars en Templ, occupet o tisqeuz deomp e garantez evidomp. An nebeut amzer a dremenomp en Ilis, a gavomp bepret re hir. Ermès an Ilis, er c'hoariou, er repasiou, er c'honversacionou, en divertissamanchon, pep tra a so re vêr. Ebars en Ilis, en orêzon, er sacrifiç, en offiç, en instruccion, pep tra a so re hir. N'en em renter qet evit ar gomançamant, ne c'hortozer qet ar fin. Peguement memes a abandon an Ilis, da viana var digare un affer tamporel benac, ur banqet, un assamble, un assinacion, ur gomplezanç... O peguer criminel eo hon ingrateri! Peguer condaonabl eo hon lachete, hon meglijanç evit an zilvidiguez!

4. *Hac o veza o c'huittêt.* Lezel a ra darn leun a joa hac a gonsolacion, a gueuz ous er guelet o pellât, hac a hast d'er guelet o retorn. Darn al leun a zespet dre n'o deus qet gallet en arêti, dre ma zeo heuillet ha selaouet gant qement a dud. En peseurt dispocionou e lêz Jesus ac'hanomp, pa zortiomp eus an Ilis? Pe ebars er ferveur, ar volonte d'er zervicha gant muy a fidelite, an dezir da retorn d'en em antreteni gantân; pe ebars er glouarder, en dissipacion, er galeder, er joa o velet o finissa un amzer en peini n'on eus bet nemet dic'hout ha contraign. Disposicion maleurus! Greomp hor possubl evit qemer santimanchou al.

5. *Sortial a ras eus a guær, hac e yas da Vethani, en pelec'h e chomas*, e tremenas an nos. Ebars en adversourien Jesus, bepret ar memes arrach enep dezân; ebars en Jesus, bepret ar memes precocion evit gortoz ar moment merqet gant e Dad.

O va Zalver, un devez comancet dre un triomph qer glorius, cuntinuet dre viraclou a buissanç hac a vadelez, a finis dre an necessite evidoc'h d'en em retira, d'en em guzat! Penos en eus gallet ingrateri Jerusalem mont qêyt-se! O Jesus, mar clasq oc'h enemiet ac'hanoc'h,



mar doc'h poursuet gant ar bed, deut d'en em goach ebars em c'halon, qemerit possession eunân, chomit ennòn deiz ha nos, n'en em retirit jamès diouzìn. *Amen.*

## CCXLI. MEDITACION.

*Jesus a zistro d'an Templ.* Maze. 21. 18-19. Marc. 11. 12-14.

1. « An deiz varlerc'h, pa zortient a Vethani » evit retorn d'ar guær, Jesus en evoe naon. Evelse Jesus en em soumèt d'hon ol infirmiteou, evit meritout deomp ar c'hraç d'o zupporti, d'o zanctifia, ous o unissa gant e re. Pe ni a souffr an naon dre necessite, pe dre zêl, pe dre gourc'hemen an Ilis, pe evit ober pinijen, sonjomp en hini en eus anduret J.-C., goulennomp e c'hraç, hac imitomp-àn gant courach ha gant joa. Mes an naon vras en eus Jesus amân, a so evel ar zec'het en devezo hep dale var ar Groas. Naon ha sec'het eus hor zilvidiguez, hor c'honversion, hor zantificacion. Soulaji a reomp naon ha sec'het Jesus dre an œuvrou mad hac ar vertuziou. Refus a reomp en zoulaji, ma ne fel qet deomp pardoni an offanç-se, tremen ar gomz malin-ze, distrêy hon daoulagad

dious an objet-se, chasseal ar goal sonjezon-se, arêti ar goal inclinacion-se; en ur guir, qerlies guech ma refuzomp observi e lezen, qerlies guech m'he zoromp.

2. *O veza appercevet a ziabel ur fiezen peini en devoa delliou, ec'h avançàs evit guelet hac èn a gavje ur frouezen benac ennàn, hac o veza tostèt, ne gavas nemet delliou; rac ne oa qet c'hoas ar sèzon eus ar fiez.* Ar fiezen-se a oa un imach eus ar Sinagog, peini en em c'hlorifie eus he fidelite oc'h observi al Lezen, mes peini ne vire nemet ar ceremoniou; peini a oa ornet a zelliou, mes ne zougue qet a frouez; stad maleurus peini abars nebeut a zeiziou a dleye tenna varnezi ur vallos eternel. Ar pez a so êruet gant ar Sinagog a so êruet abaoue gant broyou christen, pere o deus collet ar feiz, a êru c'hoas bemde gant particulierien pere ne zougont qet ar frouez a c'horto an Otrou-Doue digante. Appliqomp eta an instruccion-màn deomp hon-unan. An dud a vel hon œuvrou pere a so edifiant; mes Jesus a vel fonç ar c'halonou, hac a deuyo da heur hor maro da glasq ar frouez hor bezo produet. Peseurt frouez a guefot-u ennòn, ô va Zalver? Caout a refot-u ur feiz beo,



un esperanç ferm, ur garantez ardant? Hac a lec'h em eus da gaout aon ne gafac'h nemet delliou hep frouez!

3. Jesus *a lavaràs d'ar* fiezen : *birviqen den ne zèbro frouez a deufe ac'hanout. Birviqen frouez ebet ne deuyo ac'hanout. An Disqibien a glèvas qementse. Ha qerqent ar fiezen a zec'has.* O deiz maleurus, en peini ar pec'her goloet eus un apparanç a relijion, en creiz e zesseniou a binijen hac a zantelez, a vezo bisitet gant an Otrou-Doue, lamet eus ar bed-màn, hep beza douguet, ha condaonet ne zougo birviqen a frouez! O deziriou, ô qeuz inutil! Tremenet eo an amzer, dizec'het eo ar vezen. Muy a binijen, muy a zantificacion, muy a redempcion. Ha ni a vezo bepret insansibl ous ur vallos qen e-epouvantabl? Pe an impression a ra varnomp hac hi a vezo bepret qer lijer, hac hi a dremeno bepret qer buan; hac hi ne broduo birviqen nep chenchamant?

Ah! maleurus ma zòn! petra a c'hortozàn-me eta, ô va Doue, evit en em rêy deoc'h antieramant; evit en em gonsacri evit biqen da ur vuez santel ha penitant? Gortoz a ràn-me ma vezìn maro? Nan, ô Jesus, pa accordit c'hoas

an amzer dìn, e zàn d'en em visita va-unan, da lavaret eo, da examina ar plegou hac an displegou eus va c'halon, da repari an defotou, da labourat erfin gant ho craç evit douguen frouez eus as sort a zezirit, ha dign da denna varnòn ho penediccion. *Amen.*

## CCLXII. MEDITACION.

*Jesus a chasse, evit an deirvet guech, ar Varc'hadourien eus an Templ.* Marc. 11. 15-19.

1. „ Goude-ze e teujont da Jerusalem, „ ha Jesus o veza antreet ebars en Templ, „ en em laqas da chasseal ar re a brene hac „ a verze; discar a eure memes tolioù ar chen„cherien ha cadoriou, ar re a verze coulmet. „ Ne bermete qet e vije transportet meubl „ ebet dre an Templ. An deiz diaroc, Jesus en evoa chasseet ar brofanatourien-se eus a di e Dad; retorn a reont c'hoas, Jesus o chasse a neve. An ol a zo en silanç, a grën, a oboia d'e otorite souveren. N'en eus qet a zizurz muyoc'h comun eguet ar brofanacion eus an Ilisou; mes an tadou hac ar vamou, ar mestrou ha mestrezet dre o otorite particulier,



pep christen dre e exempl, e avertissamanchou, o tisqeuz e tizaprouvont, an dud apostoliq, ar re o deus ur garg publiq benac, a dle condaon an dizurz-se ha contribui da laqat fin d'ar scandal. Jesus ne bermete qet e vije transportet netra dre an Templ; dre eno e condaon ar re a ra o fassach, a dransport effejou dre ar vêred; peini so ur borcion eus ar plaç santel en peini e ra ar memes J.-C. e zemeuranç, hac evelse a so muyoc'h santel eguet ne oa an Templ a Jerusalem. Ne rafet qet ar memes tra dre dier, na dre borchou un den pinvidiq pe c'halloudus.

2. *Hac o instrue, en ur lavarat: ha n'en eo qet scrivet: va Zi a vezo hanvet un Tiâ Beden gant an oll Nacionou, ha c'houi a ra anezàn ur c'havarn a vrigantet.* Guelet a reomp dre an c'homzou-se penos an defor a respet ebars en hon Ilisou, a so da guenta un injur enep d'ar Vajeste divin, peini a ra he demeuranç enne. Ober a Di an Otrou Doue evel ur plaç publiq, en peini e comzer hep moder ebet, e c'hoerzer hep dalc'h ebet, en em occuper a zonjezonou profan ha criminel! Eus a Zanctuer J.-C. ul lec'h assinet, en peini an impurete a offt ezanç d'he idol, en em vezur, en em

greva dre immodestiou scandalus! O va Zalver, guelet a rit an excejou mezus-se betec ous treid an Oteriou var bere e reposit, ebars en amzer memes m'en em immolit evit ar re a deu d'o c'hometi; o guelet a rit, ha ne lavarit netra! Ah! peguer redoutabl eo ar baciantet-se evit ar re a abus anezi! D'an eil ur pec'het pernicius evit an den. An Ilis a so un ti a beden. Eno ec'h allomp digueri hor c'halon d'an Otrou-Doue, exposi dezàn hor poaniou, hon ezomou, en consulti ebars en hon douetançou; eno e respont ous hor c'honfianç, e toussa hon zroublien hac hor morc'hed, e telivr ac'hanomp eus hor poaniou, pe e tisq deomp o zupporti evit hon avantach. Pebes maleur evidomp, mar teu an ti a Beden, en peini e tlefemp caout ar pardon eus hor pec'hejou, da veza un ti a bec'het, en peini ec'h allumomp colêr an Otrou-Doue, en lec'h he appezi, en peini e tennomp e venjanç, en lec'h he distrêy! Erfin, pec'het scandalus evit an nessa. Hon respet ebars en Ilisou a dlefe hon renta respectabl da bep seurt tud, hac hon immodesti a ra ma zeo blasfêmet, pe da viana disprizet ar feiz, ar Relijion hac he ceremoniou zantel. En em examinomp gant



rigor var ar poent-màn, en peini pep tra a so considerabl, ha ma n'en em observomp qet, hon eus lod ebars er scandal, hac e veritomp caout lod ebars er bunicion.

3. *Princet ar Vêleyen hac ar Scribet o veza clêvet qementse, a glasqas ar voyenou d'er c'hol; rac aon o devoa razàn, abalamour ar bobl a oa ravisset eus e zoctrin, ha pa vije éru an noz, e sortie a guér.* An hini a c'hone ar bobl dre e zêl evit an Otrou-Doue, dre e zoumission d'an Ilis, dre e labouriou evit an nessa, dre e dalanchou hac an istim a so evit e zoctrin, a so meurbet danjerus; mes evit piou? Evit ar re vechant hac ar re a glasq trompla dre nevezenteziou. Enemiet J.-C. ne gredent antrepren netra varnezàn en deiz, abalamour d'ar bobl, hac en nos ne ouient qet pelec'h en em retire. Hep dale e velimp an injustiç victorius, mes victorius evit he c'hondaonacion, hac evit gloar an hini a vezo sacrifiet.

O va Doue, distroit diouzìn hac ar c'hrim hac ar maleur eus ar Judevien. Ra vezo ho ti un ti a beden evidòn! Grêt oc'h eus dìn ar c'hraç d'am guervel ha d'am receo ebars en oc'h Ilis; grit dìn beva hervez ho lezen, clasq ho cloar

hepqen, evit ma tremenin eus a Ilis an douar da Ilis an êu, evit oc'h adori da james. *Amen.*

## CCXLIII. MEDITACION.

*Jesus a deu bemde d'an Templ.* Luc. 19. 47-48.

1. „ HA bemde ec'h instrue ebars en Templ.“ Jesus a instrue en despet d'ar gassoni a oa outàn; en despet d'ar galeder eus a galz entre ar re ous pere e comze; en despet d'ar chenchamant a vele en avanç, ebars er re a barisse caout ar brassa admiracion evit e Zoctrin. Gouzout a rê penos calz a brofitje eus ar pez a lavare, pence e gomzou a vije conservet ebars en e Ilis, a denje en hon betec, a barvenje betec fin ar sieclou; abalamour da-ze, ebars en nebeut amzer en evoa da veva, e lavaras evit an ol ar c'homzou ar muya touchant, ar muya admirabl. Trugarecaomp-àn eus ar guirioneou zantel-ze, hac en em z'apozomp d'o medita gant ur ferveur hac un attancion bepret neve.

2. *Mes Princet ar Vêleyen, ar Scribet ha Princet ar bobl a glasqe en col.* Petra a dleomp da zonjal o velet qementse a dud dichadennet enep da J.-C.? Penos ar virione ne màn qet



bepret en tu ar foul vras, penos ne dleer qet bepret juja evel an nombr bras, personachou en pere ne veler nemet vad, vertu, zêl, douçter ha paciantet; e tleer disfiout, ispicial pa velèr ebars en nombr bras coler, transport, accusacionou fos. Penos ar re a so en cargou a dle dioüal d'en em lezel da veza treïnet dre ar goal exempl, gant aon n'o defe lod ebars er fallentez, dre o asçant pe o zilanç memes. Penos ar re a so an objet eus ar gassoni jeneral hac injust, a dle en em gonsoli, en em rejouissa memes, o velet e zint en qementse hànval ous J.-C. Enemiet J.-C. er c'homançamant ne glasqent nemet en ambarassi, en decria, en humilia. Bremàn ne hanaveont muzur ebet, ne glasqer nemet en laqat d'ar maro. Ur goal banchant, ma n'en em opposer qet abred, a gunduo ac'hanomp, hep ma sàntimp, da excejou a bere n'en em gredomp qet capabl hirio.

3. *Ar bobl er zelaoue gant admiracion.* Ar bobl a so simpl, just, hep anvi; mes caled eo ive; selaou aoüalc'h a ra, mes n'en em gorrich qet. Credi a ra hep refleccion ar pez a lavarer enep d'ar re en avertis hac en repren. Pa ve poulset gant ar re o deus otorite ha

nerz, e tremen en un instant eus ar faveur d'ar fulor en qever ar memes tud. Cetu aze petra a êru gant ar Judevien. O guelet a rimp abars nebeut a zeiziou o c'houlen gant arrach maro an hini a beini ec'h admiront hirio an Doctrin hac an œuvrou. Jesus a vezo ar victim eus ar fulor, redempcion ar bed a vezo ar frouez, condaonacion ar Judevien ar bunicion, hac evelse en em accomplisso en pep tra desseniou an Otrou-Doue hac oraclou ar Brofetet. Qenteliou ar muya important evidomp : profitomp anezo.

Peguen alies, ô va Zalver, em eus imitet inconstanç ar Judevien! Rentit ac'hanòn eta ferm ebars en ho servich, Prezervit ac'hanòn dious anvi ar Cheffou ha dious ingrateri ar bobl, a beini e profitjont evit o desseign maleurus. Pardonit dìn an abus am eus grêt eus ho madelezoù, hac a guement a voyenou a zilvidiguez oc'h eus accordet dìn. Ne bermetit qet e teufen d'en em galedi ous ho moez, pa he c'hlêvàn c'hoas ebars em c'halon. *Amen.*



## CCLXIV. MEDITACION.

*Ar Fiezen dizec'het.* Maze. 21. 20-22. Marc. 11. 20-26.

1. An Ebestel ar meurz *vintin, evel ma tremenent, a velas ar fiezen peini a oa deut sec'h betec ar c'hrizien, ha touchet a eston, e lavarjont an eil d'eguile : guelit penos ar fiezen-se a so deut sec'h en un instant. Pêr o caout memor a gomz Jesus, a lavaras dezàn : Mestr, cetu aze ar fiezen oc'h eus milliguet, peini a so deut sec'h.* Ar fiezen dizec'het-se, a so un imach demeus un ene peini he deus clêvet ar zetanç eus he daonacion eternel. O guezen maleurus, guezen milliguet gant Doue evit jamès, penos, ebars en ur moment, e zoc'h sec'het betec ar c'hrizien! O c'houi peini a oa qen admiret var an douar, en peseurt stad e zoc'h-u rentet en un tol? C'houi a elle beza evit an ên ur vezen carguet a frouez, ha cetu c'houi ur vezen sec'h destinet d'an tân, ha condaonet da zêvi eternelamant. Peguement a dud pere o deus un apparanç caer var an douar, ne vezint en deiz diveza nemet guez difrouez ha dizec'het! Allas! ne vezin-me qet eus an nombr-se?

2. *Mes Jesus o qemer ar gomz, a lavaras dezo : me lavar deoc'h enguirione, mar oc'h eus feiz, ha ma ne valancit qet, nonpas hepqen e refot ar pez oc'h eus guelet en egard d'ar fiezen-se; mes piou benac a lavaro d'ar menese : tec'h alesse, hac en em dol ebars er mór, a velo qementse oc'h éruout en effet.* Doue en eus accordet d'an Ebestel an donêzon a viraclou ; en accordi a ra c'hoas d'an dud Apostoliq pa er c'hav necesser; mes hep ober miraclou, bezomp persuadet penos gant ar feiz ec'h allomp pep tra, ha mar d'omp qer simpl, disqaret qen êzet, eo abalamour ma vanqomp a feiz hac a gonfianç en Doue.

3. *Abalamour da se e lavarân deoc'h : qement a c'houlenfot ebars er beden, credit penos en recevfot hac e vezo accordet deoc'h.* Pa c'houlennomp ar jouissanç eus ur mad, pe an delivranç eus un droug tamporel, goulennomp gant condicion, ha bezomp sur penos ar pez a accordo pe a refuso an Otrou-Doue, a vezo ar muya avantajus evidomp. Mes pa c'houlennomp hor mad spirituel, bezomp sur penos, mar goulennomp gant ur feiz ferm, e vezo bepret accordet deomp.

4. *P'en em bresantfot evit pedi, mar oc'h eus*



*eus un dra benac enep d'ho nessa, pardonit dezân, evit ma vezo ive pardonet deoc'h ho pec'hejou gant ho Tad peini a so en én. Ma ne bardonit qet, ho Tad peini a so en én, ne bardono qet deoc'h ive ho pec'hejou.* Greomp attancion d'an disposicion-se, absolumant necesser evit pedi erfat. Da betra e servich deomp rêy calz a amzer d'ar beden, ma ne bardon qet hor c'halon antieramant? Ha ni a ouffe beza insansibl ous ar bromessa a ra an Otrou-Doue d'or pardoni, mar pardonomp, hac ous an assuranç expres a ro deomp penos ma ne bardonomp qet, ne vezimp qet pardonet?

Chasseit eus va c'halon, ô va Doue, an disfianç-se peini a brodu al lachete, an dic'hout, ar yenien a zantân ebars em fedennou. Roit dîn ar feiz-se, ar garantez, ar galon-se a vuguel pere ne zouetont nac eus ho puissanç, nac eus ho mizericord, hac a ve bepret exocet dre eno. Va c'honfianç a denno ho craçou, hac ho craçou a gresqo va c'honfianç. Grit sec'hi ebars em c'halon ar vezen eus ar goal banchant peini ne zoug nemet frouez fal. Discarit ar mene eus va orgouill, accordit dîn ar vertuziou a bere em eus ezom, ar victor var an tentacionou, an avançamant ebars er mad, hac ar benseveranç ebars en ho servich. *Amen.*

## CCLXV. MEDITACION.

*Jesus intérojet var e otorite.* Maze. 21. 23-27. Marc. 11. 27-33. Luc. 20. 1-8.

1. « RETORN a rejont c'hoas da Jerusalem. » Hac evel ma pourmene Jesus ebars en Templ, » ma instrue ar bobl ha ma prezegue, Princet » ar Vêleyen hac ar Scribet en em assamblas » gant ar re ancien, hac a gomzas outàn en » termeniou-màn : Lavarit deomp dre beseurt » otorite e rit an traou-se, ha piou en eus » roet deoc'h ar pouar da ober ar pez a rit. « Complodourien dallet, penos oc'h eus-u an insolanç da ober un hevelep qestion? Credi a rit-u ambarrassi, sponta, surpren an Iiini da beini an natur a obois dirac ho taoulagad? Ah! rentit erfin justiç d'an hini a bersecutit, hanavezit e zouçter, e baciantet, ar zantelez eus e vuez, e viraclou divin, ar brofeciou accomplisset en e bersonach, ar furnez eternel peini a gomz dre e c'hinou, ha peini a gonfonto ac'hanoc'h, ma-ne fel qet deoc'h beza persuadet.

2. *Jesus a respontas dezo : me am eus ive un dra da c'houlen diganeoc'h; ha pa ho pezo respontet din, me a lavaro deoc'h dre beseurt otorite eràn ar pez a ràn. Badiziant Yan, a belec'h e teue : eus an én, pe digant an dud? Respontit.* Ar goulen a ra Jesus, a gompren ar respont ar muya sclêr d'ar guestion a oa bet proposet dezàn. Disqeuz a ra dezo penos eo én e unan ar Zalver prometet gant Doue da Adam ha d'e vugale. Jesus a oa bet anoncet gant S. Yan-Badezour; S. Yan anoncet gant Malachi, ha Malachi hanavezet evit Profet, a oa Successor d'ar Brofetet al pere a oa bet aroc dezàn, ha dreize ar chaden a retorne d'ar Batriarchet betec Adam. Ajoutomp evit hor c'honsolaçion ur chaden pe ur succession al demeus ar Bastoret abaoue J.-C., hac an Ebestel betec bremàn, hac a guntinuo betec fin ar bed. Ah! peguer caer eo hon Relijion; mes peguen nebeut a dud en em appliq d'he hanaout!

3. *Sonjal a rent enne o-unan, hac e lavarent : ma respontomp penos badiziant Yan a deue eus an én, e lavaro deomp : perac eta n'oc'heus-u qet credet ennàn? Ma respontomp e teue digant án dud, hon eus ar bobl da zouja, ar bobl a vassacro ac'hanomp. Rac persuadet eo penos Yan a oa ur gui Brofet. Respont a rejont eta da Jesus : ne ouzomp qet.* Ne ouzoc'h qet; perac n'oc'h eus-u qet

examinet ar c'haracterioù demeus ar mission divin qen hanat ebars en Yan-Badezour? Ne ouzoc'h qet gant oc'h ol disqadurez, ar pez a oar ar bobl gant e simplicite. Lavarit qent èta penos ne gredit qet, ha ne fel deoc'h credi netra.

4. *Jesus a respontas dezo : ha me ne lavarin qet deoc'h qen nebeut dre beseurt otorite e ràn an traou-màn.* Silanç an Otrou-Doue ebars er vuez-màn a so unan eus e bunicionou terrupla. Doue ne respont qet ous ar re en intêroch dre ur speret a orgouill, pe ebars en desseign da gaout rêzoniou evit nonpas credi. Doue ne gomz qet ous ar re a bere ar galon a so serret ous ar virione hanavezet, a bere an têod ne brononç nemet comzou a zissimulacion hac a c'hevier, pere ne gonsultont nemet interest o farti, o fortun, o reputacion.

Delivrit ac'hanon, ô va Doue, dious ar speretse a orgouill hac a c'hevier : plijit ganeoc'h ober din hanaout ha santout en fonç va c'halon ar guenet eus ho Lezen. Grit m'he studiin, m'he c'honsiderin ebars en orêzon, evit en em edifia hac en em santifia va-unan, meuli ha glorifia oc'h Hano. *Amen.*



## CCXLVI. MEDITACION.

*Parabolen an daou Vab pere a zizobois.*
Maze. 21. 28-32.

1. J.-C. a bropos da Cheffou ar Sinagog Parabolennou en pere e zeo impossubl en em hanavfent qet. Lavarat a ra dezo : *Mes petra a zonjit-u a guement-màn? Un den en evoa daou vab, hac ous en em adres i d'an hini qenta, e lavaras dezàn : va mab, it hirio da labourat d'am vinien. Ne c'houlennàn qet mont, a respontas; mes goude ze, touchet a gueuz, e yas. Neuze an tad a lavaras ar memes tra d'eguile : ia, Otrou, a respontas, e zàn, ha ne yas qet. Peini eus an daou-se en eus grêt bolonte e dad? Lavarat a reont dezàn : an hini qenta. Ha Jesus a reprenas e En guirione, me lavar deoc'h penos ar Publicanet hac ar graguez fal a antreo gent eguedoc'h en Rouantelez Doue.* Doctoret al Lezen ne ouient qet e prononçent o c'hondaonacion o-unan. En ober a rent gouscoude, hac ar pez a lavar J.-C. a so c'hoarvezet. Ar bec'herien penitant, represantet dre ar c'henta eus an daou vab, ar bayanet memes a so antreet ebars en Ilis preferablamant d'an Doc-

toret orgouillus pere o deus-hi persecutet : hac ebars er bed-al, peini a so hanvet ive Rouantelez Doue, ar bec'herien penitant en em gav ebars en ên, hac an Doctoret hipocrit pere, evel an eil mab, a lavare ec'h observent al Lezen, en amzer m'he zorrent hep-cès, en em gav ebars en tourmanchou an ifern.

2. *Yan a so deut en ho touez ebars en hent ar justiç, ha n'oc'h eus-àn qet credet : Ar Bublicanet er c'hontrol hac ar graguez fal o deus-àn credet. Evidoc'h da velet qementse, n'en oc'h qet bet touchet a gueuz evit credi.* An Doctoret o devoa clêvet S. Yan o prezeg ar justiç; guelet a rejont ar re a brofite eus e instruccionou; int ne gredjont nac evit instruccionou S. Yan, nac evit exempl ar re a grede an instruccionou-se, hac a rê pinijen. Peguen terrubl e vezo ar gont a rentimp nî hon-unan eus a guement a instruccionou, pere a glêvomp eus a guement a exemplou pere a so dirac hon daoulagad! Ebars en Rouantelez Doue, ebars er bed-al, ar benitantet-se pere a brofit eus an instruccionou a bere ne reompni van ebet, a antreo hac a rëno ebars en ên; ha ni gant ar re galedet, pere a imitomp, pelec'h e vezimp-ni?



Pebes confusion evidòn, ô va Doue! pec'herien, pere am bezo marteze disprizet, a antreo en ho Rouantelez, ha me a vezo lezet ermès! Ah! evit en em brezervi dious ar maleur-se, e zàn da labourat evit va zilvidiguez, da gombatti va goal inclinacionou, da bratiqa ar binijen, an humilite, ar vortificacion, an douçter, ar baciantet. Ne bermetit qet e ve pelloc'h vên va rezolucionou, va fromessaou. Evel ar c'henta eus an daou vab, em eus lavaret re alies e rajen ha ne ren qet; bet òn insolant aoüalc'h ive evit lavarat evel an eil : ne rìn qet; mes qeuz am eus d'am neglijançou, d'am dizoboissançou, e zàn da labourat gant courach evit repari an amzer dremenet. *Amen.*

## CCXLVII. MEDITACION.

*Parabolen ar Guinierien pere a laqa d'ar maro an Domestiqet, ha goude Mab o Mestr.* Maze. 21. 33-41. Marc. 12. 1-9. Luc. 20. 9-16.

1. „ Selaouit ur Barabolen al : Un Tad „ a famill a blantas ur vinien, endro da beini „ e laqas ur c'hê : o toulla an douar, e ras „ ur pressouer, hac e vatissas un tour; goude

„ o veza he feurmet da vinierien, e yas da „ ober ur veach, peini a oe a hir amzer. “ Ar vinien-se eo ar Judevien gant an ol avantajou accordet dezo; ar Feiz, al Lezeu, ar Brofetet, an Templ batisset en Jerusalem, ar Relijion en antier confiet d'o zoign ha d'o ferveur. Eurus, ma vijé bet ar vinierien, da lavaret eo, ar Vêleyen, an Doctoret, ar Cheffou, fidel d'ar Mestr, da lavaret eo, d'an Otrou-Doue. Ar bobl Christen en eus succedet d'ar Judevien, hac en eus recevet avantajou calz brassoc'h. Beza hon eus ar Scritur, an Dradicion, ar Sacramanchou, ar Bredicacion, graçou interior, Doctrin an Ilis peini ne el qet en em drompla, Cador Pêr, an Tour crén-se peini ne el qet beza discaret. Pep Christen en particulier a dle en em gonsideri evel unan eus ar vinierien-se, da beini an Otrou-Doue en eus confiet ar soign da labourat ar vinien, da lavaret eo, da gonservi ar Feiz, da bratiqa al Lezen, da zovetât e ene. Ar Mestr n'en eus neglijet netra evit renta deomp al labour-se douç ha facil. Caout a reomp ebars er beden hac er Sacramanchou an ol zicouriou a bere hon eus ezom.

2. *Mes an amzer eus ar vendach o veza tost, ar Mestr a gaças e zervicherien d'ar vinierien evit destum ar frouez eus e vinien; mes ar vinierien o veza en em sézisset anezo, a bilas unan, a lazas un al, hac a vassacras un drede. En fin e caças dezo e vab propr, en ur lavarat: Beza o devezo ur respet bennac evit va mab.* Evelse e oa bet recevet gant ar Judevien ar Brofetet digacet gant Doue en differant amzeriou; ol e voant bet goal dretet, outrajet, ha calz anezo laqet d'ar maro. Da viana e respectint ar mab, a beini ar vuez a zo qer precius, ous peini ec'h apparchant ar vinien: nan.

3. *Mes ar vinierien o velet ar mab, a lavaras entreze: cetu amàn an heritour, deut, lazomp-àn, hac en em rentomp mestrou eus e heritach. En em sézissa a rejont anezàn, er chasseal a rejont eus e vinien hac er lazjont.* Ar Mab-se eo J.-C. peini a gomze ous ar Judevien, peini tri deiz goude a oe arêtet dre urz ar Bontifet, ar Vêleyen, ar Cheffou eus ar bobl; peini a oe condaonet d'ar maro, cunduet ermès a Jerusalem ha crucifiet var ar C'halvar. Cetu aze o c'hrim, peini a so hac a vezo detestet gant ar bed en antier bete fin ar sieclou. Calz a Nacionou o deus imitet crim ar Judevien. Selaouet o deus mestrou

neve, disprizet, persecutet o deus guir Vinistret J.-C., chasset o deus J.-C. e-unan dre ur renonçamant jeneral d'e Relijion. Petra a so bet guelet en Franç ebars er revolucion diveza! Bet eo chasseet J.-C. eus e Ilisou!.. Rentet eo deomp ar Relijion; peseurt profit a reompni eus ur c'hraç qer precius?.. Peguement a gristenien en particulier o deus imitet crim ar Judevien! Goude beza disprizet, avichou insultet ar Bastoret, ar Bredicatoret, ar Gôvessoret, goude efforchou inutil evit mouga moez ar Religion, remorzou a gonscians, o deus clasqet ar remed betec ebars en Goad J.-C.; o deus essêt dre gomunionou sacrilech jouissa en peoc'h eus o liberte, hac en em abandoni hep aon d'an ol excejou! Pebes stad! Pebes fulor! Pebes abominacion!

4. *Pa vezo éru eta Mestr ar vinien, penos e tréto ar vinierien-se? Respont a rejont: ar Mestr a deuyo, a extermino ar vizerablei-se, hac a feurmo e vinien da vinierien al, pere a rento ar frouez dezàn ebars er sézon.* Ar Judevien a bronong amàn o c'hondaonacion o-unan. Ar Jeneral Romen, nebeutoc'h eguet daou-uguent vloas goude a deuas da zistruja Jerusalem; mes ne oa nemet



an instrumant eus a venjanç an Otrou-Doue. Mestr ar vinien a bunisse ar Judevien eus ar c'hrim o devoa cometet o laqat e vàb d'ar maro. Guelet a reomp dorn an den peini a sqô ac'hanomp, ha ne zonjomp qet en dorn invisibl an Otrou-Doue, peini a gundu pep tra, ha peini ne lèz qet nemeur ar c'hrimou bras hep punicion, memes ebars er vuez-màn! Peguement a bobliou, a guæriou bras, ha memes a barticulierièn, o deus eprouvet punicionou pere a gredent ne vijent birviqen c'hoarvezet! Hep clasq expliqa en particulier dessenniou an Otrou-Doue, ec'hallomp lavarat en jeneral penos ar maleuriou a êru ganeomp a so ar bunicion eus hor pec'hejou; eurus mar o recevomp en speret a binijen, mar en em gorrijomp.

5. *Réy a ray e vinien d'ar real.* Guinien an Otrou-Doue eo ar guir Relijion. Ar viniense ne al qet beza distrujet; chom a ray bete fin ar sieclou; mes den n'en eus guir e vo confiet ennàn. Roet e oa bet d'ar Judevien, hac en punicion eus o c'hrim diveza, e zeo bet lamet digante. Calz a bobliou al, calz a barticulierien o deus-hi neglijet ha disprizet; bet eo lamet digante ha roet da real. Punicion

epouvantabl, pa ne lèz muy a voyen evit an eternite! Punicion seul-vuyoc'h epouvantabl, n'he zanter qet, m'en em rejouisser enni, ma qemerer an ol brecocionou, evit nonpas en em reconcilia gant ar Mestr, ha caout c'hoas ar vinien.

O va Doue, punissit ac'hanòn ebars em madou, ebars em c'horf, nemet re n'er meritàn; mes ne lamit qet diganén ho quinien, an donêzon eus ar Feiz hac ar Relijion; rentit ac'hanòn er c'hontrol muyoc'h ferm enne, ha dre ho craç, grit ma vezìn fidel da renta deoc'h ar frouez a justiç, a garantez, a zevocion, a burete, a zêl, a ferveur a c'hortozit diganén. *Amen.*

## CCXLVIII. MEDITACION.

*Ar Men Corn.* Maze. 21. 42-46. Marc. 12. 10-12. Luc. 20. 16-19.

CHEFFOU ar Judevien o deoe aon ne vije appliqet dezo Parabolen ar Guinierien; evit distrêy qementse e respontjont:

1. *Ne bliche gant Doue! Mes Jesus o sellet oute, d'lavaras dezo: petra a zinifi eta ar gomz-màn? Noc'h eus-u biscoas lennet ebars er Scritur an andret-màn: ar men peini a so*



*bet rebutet gant ar re a vatisse, a so deut da veza armen principal eus ar c'horn; hennez eo labour an Otrou-Doue, hac er guelet a reomp gant admiracion.* Ar passach-se agompren an ol visteriou eus a J.-C. 1. E humiliacionou. Bet eo rebutet, disprizet, calomniet, milliguet, persecutet, crucifiet. Cétu aze hon exempl. 2. Ar gloar eus e vuez immortel. Dre e Varo hac e Resurreccion, J.-C. a so deut da veza ar Chef eus ar re choazet, ar men corn peini a zouten an edifiç en antier, en peini e zeo joentet pep tra; eus ur c'hoste abaoue J.-C. betec an den qenta, hac eus ar c'hoste al abaoue J.-C. betec an diveza den just a vezo var an douar. Eurus an hini a so stag ferm ous ar men-se dre ur feiz bur, ur vuez santel ha mortifiet. 3. An Divinite eus a Relijion J.-C. Un den hep otorite, condaonet gant ar cheffou eus e Nacion, laqet d'ar maro dre zaouarn an vourrevien; an Den-se hanaveet évit Doue, an Doue Uniq, gant an ol Nacionou, dre ar voyen a zaouzec Pesqetaer, en despet d'e visteriou pere ne gomprener qet, d'e lezen qet rigorius, en despet d'an ideou control eus ar bobliou, d'an opposicion eus ar Veleyen pere a zifén o idolou, da têzonamanchou ar

Philosofet, da zetançou an Impalaeret, da zupplicou an Dirantet; cetu aze ar pez a so dirac hon daoulagad, cetu aze labour hanat an Otrou-Doue. An hini er guel hac a lavar n'er c'hav qet admirabl, a so un trompler. Evidon, ô va Jesus, me a ray eus ac'hanoc'h hac eus ho Relijion ar sujet eus va meditacionou, an objet eus va c'harantez, ar boneur eus va buez, an delicou eus va c'halon.

2. *Abalamour da ze e tisclériàn deoc'h penos Rouantelez Doue a vezo lamet diganeoc'h, ha roet da ur bobl peini a broduo ar frouez anezàn.* Qementse a so bet accomplisset en andret ar Judevien, calz a Nacionou al hac a barticulierien. Evit n'en em accomplisso qet en hon andret, produomp ar frouez a dleomp da zouguen dre Lezen J.-C.

3. *An hini a goezo var ar men-se en em vrévo.* Coeza a rêr var ar men-se, pa ne greder qet misteriou J.-C., pa ne heuiller qet an Ilis etablisset gant J.-C., p'en em scandalizer eus a humilite, a baourente, a zouçter J.-C.; p'en em choqer eus ar burete hac ar zantelez a c'houlen Lezen J.-C. An hini a goez var ar men-se, en em vrêv e-unan, abalamour an hini ne gred qet Doctrin J.-C. a



so hep esperanç; an hini ne zelaou qet e Ilis, a so hep otorite lejitim; an hini ne heuill qet exemplou J.-C. hac e c'hourc'hemennou, a so hep contantamant, hep peoc'h, hep tranqilite. *Ar men-se a vrévo an hini var beini e coezo.* Ar men-se a goezo var bepini eus ar bec'herien en heur e varo, ha varnezo ol an deiz diveza, hac o bruzuno dre an ol boez eus e Vajeste, e ol buissanç, e Zivinite. Ma n'en omp qet touchet eus ar figurennou-se implijet gant J.-C. tri deiz aroc e varo, e zomp caletoc'h eguet ar Judevien memes, hac e veritomp beza trêtet gant muy a rigor eguete.

4. *Princet ar Vêleyen hac ar Pharisianet, o veza clévet ar parabolennou-se eus a Jesus, a gomprenas erfat penos e oa anezo e comze.* Ne voent nemet touyoc'h coupabl a ze, pa ne brofitent qet. Ni a gompren erfat ive penos qement a instruccionou, a exortacionou, a bromessaou, a c'hourdrouzou pere a dandon hep-ces ous hon diouscouarn, en em adres deomp. Mar perissomp, ne vezo qet dre ignoranç, mes dre valiç pur, abalamour n'on eus qet deurveet dioüal ous ar maleur a beini e zomp gourdrouzet. Ar Cheffou eus ar Judevien en em gontantas da lavarat : *Ne bliche gant*

*Doue.* Comz inutil, pa n'en em gorrijer qet! Pa c'hourdrouzer ar bec'herien eus a venjanç an Otrou-Doue; Doue d'hor prezervo, a lavaront, ur maleur bras a ve, ma ve daonet an ol. Mes ne lavarer qet deoc'h e vezo daonet an ol; mes penos nebeut a vezo salvet. Labourit eta evit beza eus an nombr bian-se, ha quittait an hent ledan peini a gundu d'an daonacion.

5. *Dezir o devoè d'en em sézissa a Jesus var ar moment; mes aon o devoe rac ar bobl, abalamour m'er sellet evel ur Profet* Ar Judevien en em dispos da gometi ar c'hrim peini a batissont da zetesti, ha da veritout ar bunicion rac peini e parissont caout aon; ar pec'her a ra alies ar pez a verit an ifern, en amzer ma lavar caout aon rac an ifern. Cassoni ar Judevien ous J.-C. a gresq dious ma cresq trugare J.-C. evit ar Judevien; ar pec'her ne gar qet an hini en avertis, hac an drouguiez a gresq dious ma tisqeuzer muy a zêl evit prezervi ar pec'her-se dious an diveza maleur. Ar Cheffou eus ar Judevien o deus aon rac ar bobl; mes ober a rint o fossubl evit laqat ar bobl da chench a zisposicion, ha dont a rint aben eus o zesseign evit maleur ar bobl hac o maleur o-unan. Ar bobl a chench qen êzet, abalamour e feiz nen



n'en eo qet ferm. Evelse c'hoas hirio feiz an darn-vuya eus an dud a so imparfet; o Relijion n'en eo netra, ur van a so aoüalc'h evit o zrompla hac ober aon dezo.

O Men divin! ô Jesus! ô Redemptor Ol-C'halloudus! credi a ràn ennoc'h fermamant. Pel dious en em scandaliza ac'hanoc'h, dious rezista ouzoc'h, en em zoumetàn d'oc'h ol Lezennou, d'o polontez en pep tra. Ne goezit qet varnòn evel ma zoc'h coezet var ar Judevièn ha var guement a real. O Jesus, goëlc'hit ac'hanòn ebars en ho Coad precius, unissit ac'hanòn gant ho souffrançou, ho humiliacionou, gant ho Croas, m'am bezo lod en ho Resurreccion, ha ma pignìn ganeoc'h d'an demeuranç eus ho cloar. *Amen.*

## CCXLIX. MEDITACION.

*Parabolen ar re a so conviet da Eured Mab ar Roue.* Maze. 22. 1-14.

Vocacion d'ar Feiz.

### I. Poent.

*Ar Judevien galvet ar c'henta.*

1. « Jesus o cuntinui da gomz dre barabo-» lennou, a lavaras dezo : Rouantelez an

„ Ên a so hànval ous ur Roue, peini a ras „ eured e Vab. « Piou n'en em zelfe qet evel henoret da veza conviet da eured Mab ur Roue? Piou a vanqfe da un hevelep convi? Mes pegnement e zeo henoraploc'h ar vocacion d'ar Feiz, dre beini e zoar conviet da eured an Oan, da eured Mab Doue, da union ar Verb gant an humanite, da union J.-C. gant e Ilis. N'en eo qet hepqen da fest an eured e zomp conviet, mes d'an eured memes. Peb ene fidel a so destinet da veza Pried da J.-C., da gontracti gantàn un alianç, un union a beini priedelez an dud var an douar n'eo nemet an imach. Petra ne gaver qet ebars en union-se! Carantez tener, deliçou pur, comunote a vadou hac a c'hloar, liêzon peini ne el beza torret na dre an amzer, na dre ar maro memes. An union-se a gomanç er bed-mân dre ar Feiz, ar stad a c'hraç, en em cimant dre an orêzon, an œuvrou-mad, ar souffrançou, ar gomunion zantel, a vezo consomet ebars er bed al dre an deliçou eus ar gloar eternel. Doue n'en em gontant qet da gonvia ac'hanomp ur vech; ober a ra avertissa ac'hanomp d'en em renta: mar refusomp e gonvi, e avertissamanchou, e ra hon avertissa a neve; pressi, sollicita a



ra ac'hanomp. Hanaout a ra ar priz eus ar boneur a bropos deomp; ha mar en hanavefemp hon-unan, gant peseurt hast ec'h oboisfemp d'ar re a c'halv ac'hanomp eus e beurz!

2. *Ar Roue a gaças e zervicherien da avertissa ar re a oa conviet d'an eured, ha ne felle qet dezo donet. Caç a eure c'hoas servicherien al da lavaret dezo: preparet em eus va banqet, grêt em eus laza an eujenet, ha qement am boa laqet da larda; prest eo pep tra, deut d'an eured. N'en em laqjont qet en poan a guementse, hac ec'h ejont, unan d'e di var ar mès, hac un al d'e drafic; mes ar real en em sézissas eus a zervicherien ar Roue, ha goude beza grêt calz a outrajou dezo, o lazjont.* Ar Judevien hac int a el miret d'en em hanaout amàn? Goude beza refuzet gant obstinacion credi en J.-C., o deus laqet d'ar maro darn eus an Ebestel, hac an Disqibien, ha persecutet ar Gristenien guenta. Ni hon-unan, peseurt usach hon eus-ni grêt eus hon liberte? N'on eus-ni qet rezistet ous ar c'henta avertissamanchou en eus roet an Otrou-Doue deomp dreizàn e-unàn ha dre e Vinistret, ous hor guervel d'e zervicha? N'en omp-ni qet bet qen insansibl ous e sollicitacionou bepret

muyoc'h tener, ous e bromessaou qer caer? N'on eus ni qet preferet hon divertissamanchou, pe hon occupacionou evit traou an douar? N'on eus-ni qet concevet ur gassoni secret ous ar re a gomze ouzomp gant ar muya a nerz, dre an interest a guemerent en hor zilvidiguez?

3. *Ar Roue o veza clévet qementse, a yas en colér, hac o veza cacet e armeou, ec'h exterminas ar vuntrerien-se, hac e tévas o c'hær.* Pere eo an armeou-se eus an Otrou-Doue? Da guenta an armeou Romen pere a zistrujas Jerusalem, hac a zissipas ar rest eus ar Judevien. D'an eil ar bunicionou publiq, evel ar brezel, ar vocen, ar famin. D'an drede ar maleuriou particulier, accidantou, infirmiteou, clénvejou. Eurus ar re a hanav en quementse ol un Doue peini a so ous o funissa pe ous o approuv, hac a brofit eus ar oalen evit retorn ous Doue dre ar binijen, pe en servicha gant ur ferveur nevé!

## II. Poent.

### *Vocacion ar Jentilet.*

1. *Neuze e lavaras (ar Roue) d'e zervicherien: fest an eured a so prest. Mes ar re a oa bet conviet, n'en int qet bet dign.* J.-C.



en evoa anonçet ha grêt anonç dre ar Brofetet penos ar Judevien a refuzje ar feiz, hac a vije galvet ar Jentilet en o flaç. Dre eno e zeo punisset ar Judevien ha consolet ar Jentilet. Ar c'hraç eus ar feiz o veza preciussoc'h evit ar Jentilet, e zint avertisset d'he c'honservi gant humilité, ma ne fel qet dezo e ve lamet ive digante ha roet da real. Ar memes tra a el êruout gant pep den en particulier. Ar graçou a so presantet deomp, ma ne brofitomp qet anezo, a vezo roet da real. Dioüallomp eta n'on effe un deiz ar glac'har da velet real ebars er plaç a oa bet destinet evidomp.

2. *It e ta da benn ar ruyou, ha grit dont d'an eured qement a guefot. Hac e zervicherien o vont dre ar ruyou, a assamblas qement a guefjont, mad ha fal; ha sâl an eured a oe carguet a dud pere en em laqas ous tol.* An Ebestel a zortias eus ar Palestin, a anonças J.-C. d'ar bed ol, hep distinccion a bobliou, a gondicion hac a vuez. Ar bobliou barbar evel ar re reizet, ar beorien hac an esclavet evel an dud pinvidiq hac ar re vras, an dud ignorant evel ar re savant, an dud debochet evel ar re ne oant qet qen dirollet, ol e voent galvet d'ar memes feiz, hac an niver eus ar

Gristenien a gresqas en ur fêçon burzudus. O peguen adorabl eo an Otrou-Doue, peguen admirabl ebars en e ol oberou!

3. *Ar Roue a antreas neuze evit guelet ar re a oa ous tol, hac a appercevas un den peini n'en devoa qet ar zé a eured, hac e lavaras dezàn: va mignon, penos e zoc'h-u antreet amàn hep caout ar zé a eured? An den-se ne respontas netra. Neuze ar Roue a lavaras d'e Officerien: amarit e dreid hac e zaouarn, gacit-àn ermès, tolit-àn ebars er c'hachot; eno e vezo goëlvan ha grigonceres dent.* Ar vizit eus ar Roue a reprezant Jujamant J.-C. Ar zé a eured a reprezant ar stad a c'hraç; ar Barabolen a gomz eus unan hepqen peini n'en devoa qet ar zé a eured, abalamour an exempl eus unan hepqen a oa suffisant evit disqeuz deomp penos hep ar c'hraç santifiant ne al den beza salvet. An den-se ne respontas netra d'ar Roue: petra a respontfomp-ni da J.-C., pa rebecho deomp penos hon eus cunduet ur vuez monden etouez ar Gristenien, etouez ar Zent; e zomp en em brezantet ous Tol ar Gomunion gant ur galon livret d'ar pec'het? Meditomp gant ar brassa attancion poaniou an dud daonet, a belec'h e vezint chasseet, en pelec'h e vezint



tolet, en peseurt stad e vezint, a beseurt santimanchou e vezint occupet epad an eternite. Ah! mar charm ar pec'het ac'hanomp, mar d'omp trec'het gant an tentacionou, arêtet dre an difficulteou eus ar vertu, eo abalamour ne zonjomp qet en eternite.

4. *Rac calz a so galvet ha nebeut choazet,* Ar c'homzou-se a so prouvet guir dre an nebeut a dud a gonserv an inoçanç eus ar vadiziant, ha qen nebeut he reparfe dre ur binijen sincer. Ar c'homzou-ze a justifi cundu an Otrou-Doue, hac a gondaon rezistanç an dud. An Ebestel o deus prezeguet, o Heritourien a guntinu hac a ra cuntinui ar Bredicacion; calz n'en em zoumetont qet d'ar feiz, o fot eo; darn a renonç d'ar feiz, o fot eo; ar re a gonserv ar feiz, ne reont qet ol an œuvrou eus ar feiz, o fot eo. Dre ar vadelez infinit eus an Otrou-Doue eta, calz a so galvet; dre ar valiç hac an ingrateri eus an dud, nebeut a so choazet.

O Jesus! refuset am eus ho qenta convi, hac oc'h eus va adclasqet; dre va dallidiguez ha va c'haleder em eus bepret rezistet; hac e vijen collet pel a so, ne ouffen en em guemer nemet ouzòn va-unan. Ah! adalec ar moment-

màn e zòn deoc'h, hac evit bepret; prometi a ràn deoc'h ur garantez hac ur fidelite eternel. *Amen.*

## CCL. MEDITACION.

*Jesus intérojet var sujet an Tribut.* Maze. 22. 15-22. Marc. 12. 12-17. Luc. 20. 20-26.

1. « NEUZE en lezjont eno hac en em denjont. O veza en em retiret, e talc'hjont » conseill var ar pez a rajent evit surpren Jesus » en e gomzou. Evel eta ne glasqent hemet » occasionou evit er c'hol, e caçjont certen » Pharisianet, pere a oa o disqibien, gant » Herodianet, pere a guemere an apparanç a » dud honest evit stigna pechou dezàn, hac » er zurpren en e gomzou, ha goude en livra d'an Officerien ha d'ar Gouarner. « Choas a rejont eta ar re a oa ar muya capabl da c'hoari ar personach a dud just, devot, a zoujanç Doue. Cundu indign, implija an talant maleurus da c'houzout trompla, evit caout an occasion da accusi an hini a so ar justiç memes.

2. Ar Pharisianet en em brezantas dirac Jesus gant merqou bras a respet, hac a lavaras dezàn: *Mestr, gouzout a reomp penos ezoc'h guirion, e tisqeuzit hent an Otrou-Doue hervez ar vi-*



*rione, hep caout egard, ous den, rac ne gonsiderit qet ar galite eus ar personachou.* An ol a hanavee penos é oa hennes caracter Jesus, Ar Pharisianet o deoa grêt an experianç a guementse. Perac eta nonpas selaou, nonpas caout un hevelep Mestr; perac caout cassoni outàn, er persecuti? Ar Pharisianet a guntinu evellen: *Lavarit deomp eta ho santimant var guementmàn: pe e zeò permetet péa an tribut da Cesar, pe n'en eo qet? Mès Jesus o hanaout o malis a lastaras dezo: Hipòcritet, perac e tentit-hi ac'hanòn?* Pa gouzomp ous J.-C., sonjomp penos e vel hor c'halonou; rêy a reomp dezàn an tiirou a verit; en guervel a reomp hon Doue, hor Mestr, hor Zalver; mes ha ne ch qet respont deomp, hipocritet, mar d'on ho Doue, pelec'h emàn ho respet? Mar d'on ho Mestr, pelec'h emàn oc'h oboissanç? Mar d'on ho Salver, pelec'h emàn ho carantez?

3. Jesus a ajoutas: *Disqeuzit din ar pez arc'hant a beini e péer an Tribut. Hac e presantjont dezàn an diner. Neuze Jesus a lavaras dezo: a biou eo an imach hac ar scritmàn? A Cesar, a lavarjont dezàn.* Evelse e respontent int o unan ous o difficulte. Pa en devoa Cesar gallet ober sqêy money gant e

imach hac e hano, hep ma voa en em opposet ar Judevien, en devoa guir da c'houlen ma vije pêet an tribut dezàn. *Neuze Jesus a lavaras dezo : Rentit eta da Cesar ar pez a so da Cesar, ha da Zoue ar pez a so da Zoue.* Ar gomz-se eus hor Zalver a so ur maxim a Relijion, ur gourc'hemen eus al Lezen Gristen. Tleout a reomp d'ar Roue, nonpas hepqen an tribut, mes ar zervich hac ar vuez. Terri a reomp an obligacionou-se, mar murmuromp, mar disoboissomp, mar attisomp ar revolt. Renta a reomp-ni ive da Zoue ar pez a so da Zoue? Ne roomp-ni qet tout d'ar bed ha d'or passionou, da bere ne dleomp netra; hac evit en rêy dezo, n'en lamomp-ni qet digant an Otrou-Doue, da beini e tleomp pep tra?

4. *O veza clêvet ar respont-se, e oent leun a admiracion; hac evel ne gavent netra ebars en e gomzou a aljent da repren dirac ar bobl, e tavjont.* Petra da lavarat goude ur respont qer simpl, qer fur, qer sclêr? Doue a so glorifiet, Cesar contantet, ar bobl edifiet. Adversourien Jesus a so forcet da devel; n'eo qet aoüalc'h, forcet int da admira. Perac eta en em retiront-y? Perac ne heuillont-y qet Jesus? O dallidiguez, ô caleder inconcevabl!



Oc'h adori a ràn, ô va Doue; en em rejouissa a ràn eus ar victoriou a c'honeit var oc'h adversourien. Cunduit ac'hanôn dre ho furnez en creis ar pechou a stign var va hent an enemiet eus va zilvidiguez. Disqit din respont ous o guevier, difen ar maximou eus an Aviel, souten cos ar Relijion, hac en ober hep james offanci nicun. *Amen.*

## CCLI. MEDITACION.

*Jesus intérojet var sujet ar Resurreccion.* Maze. 22. 23-34. Marc. 12. 18-27. Luc. 20. 27-39.

1. „ An deiz-se memes, certen Sadduceanet, „ pere a lavar n'en eus qet a Resurreccion, „ a deuas da gaout Jesus. „ Ar Sadduceanet a grede un Doue, mes un Doue peini ne ra fors petra a ray an dud. Ne gredent qet ar Resurreccion, e vije immortel an ene, e vije ur vuez al goude homàn. Pratiqa a rent gouscoude ar ceremoniou eus al Lezen, evit nonpas en em dishenori. Ar seurt tud-se en em gav c'hoas bremàn. Ar guir a Sadduceanet a zinifi Just, abalamour an hano a justiç a oa alies en ho guinou. An dud direlijius eus hon amzer en em bompad ive eus ho justiç; an dud fal

en pep amzer o deus deurveet tremen evit tud just, gant aon da veza displijet ha cassêt gant ar bobl.

2. *Hac e rejont ar guestion-màn : Mestr, Moyses en eus ordrenet penos mar maroje un den hep bugule, e vreur a eureusje e intanvez, hac a roje bugale d'e vreur; mes beza a oa en hon touez seiz breur, a bere ar c'henta a varvas goude beza eureujet ur vreg, hac evel n'en devoa qet bet a vugale anezi, he lezas gant e vreur. Ar memes tra a so éruet gant an eil, an drede hac ar real betec ar zeizvet. Erfin ar vreg-se a so marvet en o goude ol. Pa éruo eta ar Resurreccion, a beini eus ar seiz a vezo greg, pa o deus-hi eureujet ol?* Ar guistion-se a oa dign eus al libertinet pere he fropoze. *Jesus a respontas dezo : e zoc'h ebars en errol, en defot da entent ar Scritur ha da hanaout puissanç an Otrou-Doue.* Ebars en diou gomz-se hon eus peadra da respont ous an ol difficulteou. Credi a rân hep douetanç qement a zisq dìn an Ilis; ganti ne allàn qet en em drompla. An hini ne expliq qet ar Scritur evel an Ilis, ne entent qet ar Scritur. Ne gomprenàn qet ar misteriou, guir eo; mes ar pez a dremen va ententamant, ne dremen qet puis-



sanç an Otrou-Doue. Var ho comz, ô va Jesus, va feiz a so ferm, va speret a so tranqil, va esperanç assuret, va c'halon contant.

3. Jesus a guntinuas : *Bugale ar siecl-màn a eureuch graguez hac ar graguez ezac'h. Mes etouez ar re a vezo cavet dign da gaout lod ebars er siecl da zont hac er Resurreccion, ar botret ne eureujint qet a c'hraguez, nac ar graguez ezac'h. Rac neuzene allint muy mervel, abalamour ma vezint hànval ous Ælez, ha ma vezint bugale da Zoue, o veza bugale ar Resurreccion.* An dud just, goude ar Resurreccion, a vezo immortel. Ac'hane ne vezo muy a zemezi ebars er stad eurus-se. Ne vezo qet a chenchamant a dud evel ebars er bed-màn. Ar Zent a vezo evel Ælez. Gant o c'horfou glorius, ne vezint na nebeutoc'h pur eguet an Ælez, na nebeutoc'h spirituel, na nebeutoc'h ajil, na nebeutoc'h subtil, na nebeutoc'h sclêr. Bremàn e zomp er memes amzer bugale da Zoue peini en eus hor c'hrouet, ha d'an dud a bere e zeo en em zervichet evit hon laqat var an douar; mes da fin ar bed an ol-c'halloud eus an Otrou-Doue a rento deomp hor c'horfou adformet dre e zorn; hac e vezimp e vugale, abalamour ma vezimp ar vugale eus ar Resur-

reccion. Ar voyen da veza dign eus ur stad qer glorius, eo credi en J.-C., oboissa da J.-C. Ret eo ma vemp eus an niver-se, pe eus ar re a ressuscito evit ar maro eternel, hànval ous an drouc-sperejou, bugale a goler hac a venjanç, dign eus an tourmanchou eternel. Ne ziffe-romp qet eta da regli hor buez var ur virione qen important.

4. *Evit ar pez a sel Resureccion ar re varo, n'oc'h eus-u qet lennet ebars en leor Moyses ar pez a lavar Doue dezàn, o comz outàn eus ar bod spern ardant, ha Moyses a brouv ar memes guirione, o veza en qichen ar bod spern, e c'halv an Otrou, Doue Abraham, Doue Isaac ha Doue Jacob. Mes Doue n'eo qet Doue ar re varo, mes Doue ar re veo. Rac an ol a so beo en egard da Zoue.* Resurreccion ar c'horfou hac immortalite an ene a so ar memes qestion evit ar Sadduceanet. J.-C. eta o prouvi e zeo beo an dud goudè ar maro, a brouv er memes amzer ar resurreccion, eus ar c'horfou. Doue o veza Doue ar re veo ha nonpas Doue ar re varo, an dud o deus disparisset a zirac hon daoulagad, n'en int qet disparisset a zirac daoulagad an Otrou-Doue. Ni hon-unan a zisparisso hep dale divar an douar, mes hon eneou a vezo bepret en e bresanç, hac ar poultr en peini e vezo chenchet hor c'horfou, a vezo bepret ebars en e zorn. Hon tadou a zo beo, en em gaout a rimp gante; grit deomp ar c'hraç, ô va Doue, ma vezo ebars en ho cloar.



5. *E zoc'h eta ebars en un errol vras.* Ah! pa ne zelaou an dud amcredul ar gomz-se eus hor Zalver, n'o deus rêzon ebet evit souten an errol vras-se; pep tra a gondaon an errol-se; ha qestion eo eus ur boneur pe ur maleur eternel. Ni o credi ar Resurreccion a heuill ar virione; mes ma ne guemeromp qet an ol voyenou possubl evit caout ur Resurreccion glorius, e zomp ive en un errol vras. *Ar bobl o clévet qement-màn, a oa ebars en admiracion eus e Zoctrin. Mes ar Pharisianet, o veza clévet penos en devoa oblijet ar Sadduceanet da devel, en em assamblas, ha certen Scribet a lavaras dezàn: Mestr, comzet oc'h eus erfat.* Perac eta ne gredont-y qet ennàn? Evelse e finissas an disputse; ar Sadduceanet a davas, ar bobl a admiras, ar Pharisianet a veulas; mes piou en em gonvertissas? Allas! ni a admir ive alies; pegoulz en em gonvertissimp?

O va Doue, roit muyoc'h-muy sclêrijen d'am speret; mes alumit er memes amzer ebars em c'halon an tân eus ho carantez divin. Roit dìn ar c'hraç da veritout ar gloar a beini e curunit ho Sent, hac evit m'en em rentìn dign eus ar boneur-se, grit ma imitìn en qement ha ma zeo possubl var an douar, ar vuez a gunduont ebars en ên. *Amen.*

## CCLII. MEDITACION.

*Jesus intérojet var ar Gourc'hemen bras eus al Lezen.* Maze. 22. 35-40. Marc. 12. 28-34.

„ UNAN anezo peini a oa Doctor eus al „ Lezen, ha peini en devoa clêvet ar Saduceanet „ o proposi o c'hestion, o velet en devoa „ Jesus respontet erfat, a dostaas, hac a c'hou- „ lennas digantàn evit en tenti : Mestr, peini „ eo ar brassa Gourc'hemen eus al Lezen, „ ar c'henta eus an ol Gourc'hemennou? Jesus „ a respontas dezàn : ar c'henta eus an ol „ Gourc'hemennou eo hemàn : Selaouit, Israël, „ an Otrou ho Toue a so hepqen Doue. „ Carout a refot eta an Otrou ho Toue eus „ ho calon en antier, eus oc'h ol ene, eus „ oc'h ol speret hac eus oc'h ol nerz : cetu aze



„ aze ar brassa hac ar c'henta Gourc'hemen. „ Ha cetu amàn an eil, peini a so hànval ous „ ar c'henta : Carout a refot ho nessa eveldoc'h „ oc'h-unan. N'en eus qet a C'hourc'hemen „ brassoc'h eguet ar re-màn : rac al Lezen „ ol hac ar Brofetet, a gonsist ebars en daou „ C'hourc'hemen-màn. "

1. Carantez Doue a so ur garantez a gomplezanç ebars en objet infinimant dign da veza caret, abalamour ma compren an ol berfeccionou en un degre infinit; ur garantez a gonfianç, a oboissanç, a zacrifiç, a anaoudeguez vad, abalamour an Otrou-Doue a so ar zourcen eus an ol vadou, a so an objet uniq capabl d'on renta eurus, o contanti an ol etandu eus hon deziriou. Ar garantez-se a c'houlen an den en antier, e ol faculteou, e ol oberidiguez. D'ar garantez-se pep carantez a dle cedi ha beza rapportet. Tleout a reomp carout Doue muy eguet an ol grouadurien, muy eguedomp hon-unan; da lavaret eo, e tleomp, evit observi e Lezen, sacrifia hor plijadurezou, hor madou, hon henor, hor buez memes. Comprenomp eta penos laqat ar grouadurien al pe ni hon-unan en plaç an Otrou-Doue, preferi ar grouadurien al pe ni hon-unan d'an

Otrou-Doue, a so distruja an urz vad, a so un abominacion, un idolatriach dign eus an tân eternel...

2. Carantez Doue ne al qet bèza separet dious carantez an nessa. Carout Doue a so dezirout ma vezo hanavezet, caret ha servichet mad gant qement den a so crouet; carout an nessa a so dezirout ha proculi dezàn ma hanavezo, ma caro ha ma servicho Doue. Entre an daou dra-se n'en eus eta disparti ebet. Ret eo remerqout penos pep carantez evit an nessa ne apparchant qet ous ar vertuz a garantez. Ma ne garit ho nessa nemet evit ho plijadur pe oc'h interest, pe abalamour d'ar c'haliteou ha d'an avantajou en eus ho nessa e-unan, honnes a so ur garantez naturel ha dibrofit. Ar garantez lejitim evit an nessa en em rapport en antier da garantez Doue. Ar garantez-se a ra deomp dezirout ha proculi d'an ol, hep excepti memes hon enemiet, an ol vad a zeziromp a ve grêt deomp hon-unan. Beza a so memes condicionou ha plaçou en pere e voar oblijet da zacrifia ar repos, ar fortun, ar yec'hed, ar vuez, pa 'zeo necesser evit ar mad publiq, evit silvidiguez an eneou.

3. Permetet eo deomp, ha memes oblijet



e zomp d'en em garout hon-unan, pa ordren hor Zalver deomp carout hon nessa eveldomp hon-unan. Mes ar garantez evidomp hon-unan n'e deo vertuz dreist-natur, nemet p'en em garomp abalamour da Zoue. Carout a rit ho puez evit he zremen o servicha Doue, e Ilis hac ho nessa; cetu aze ur guir vertuz a garantez. Carout a rit ho puez abalamour deoc'h oc'h-unan; ne glasqit nemedoc'h oc'h-unan en qement a rit, a lavarit hac a zònjit; cetu aze ur garantez fal, injurius da Zoue, control d'ar zilvidiguez, ar zourcen eus an ol bec'hejou; en hevelep fêçon ma ne deuje den d'en em garout er fêçon-se, ne vije na pec'het nac ifern.

4. *Hac ar Scrib a lavaras dezàn : Mestr, ar pez oc'h eus lavaret a so guir; n'en eus nemet un Doue hepqen, ha n'en eus qet a hini al nemeàn.* Hanaveomp ni hon-unan ar c'henta guirione-se, penos n'en eus nemet un Doue hepqen. Trugarecaomp Doue da veza revelet deomp penos ebars en Doue-se e zeus tri Ferson pere a so Doue, hac un Doue hepqen. Adoromp ar mister-se, ha conservomp gant ar brassa istim ar feiz anezàn. *Evelse carout Doue a greis hor c'halon, eus hon ol speret, eus hon ol ene, eus hon ol nerz, hac hon nessa*

*aveldomp hon-unan, a so brassoc'h eguet an ol sacrifiçou, eguet ar re memes en pere e vije dévet ar victim.* An Doctor a zeblant en em blijout oc'h adlavarat ar c'homzou-se eus hor Zalver, tennet demeus al Lezen. Adlavaromp-e alies hon-unan gant ar brassa respet, hac e chasseint eus hor speret ar sonjezonou profan pe impur; antreteni a rint ennomp an tân eus ar garantez divin, rêy a rint nerz deomp enep d'on enemiet; carga a rint hor c'halonou eus an douça consolacion. An Doctor-màn ne oa qet ebars en errol ar Scribet al, pere a neglije carantez an nessa, hac en em c'hlorifie ebars en sacrifiçou ha pratiqou al eus al Lezen. Peguement c'hoas bremàn o deve scrupul o vanqout da ur pratiq a zevocion, da un abstinanç, ha n'o deus qet a remorz evit droucprezeg, evit caout cassoni ous o nessa! N'en omp-ni qet sujet d'an abuz-se?

5. *Jesus o velet en devoa respontet an dense gant furnez, a lavaras dezàn : n'en oc'h qet pel dious Rouantelez Doue.* En effet, petra a vanqe dezàn evit credi en Jesus; gant un demarch honac ouspen e vije bet e Zisqib. Petra en arête? Ar pez a arêt ac'hanomp hon-unan bemdez: respet humen, goal gompagnunez,



lachete, sempladurez, diegui. Guelèt a rêr an hent mad, carout a rafet antren ennàn; hanaout a rêr an hent fal, qerzat a rêr ennàn gant qeuz, ha n'er c'huittaer qet; aon a so rac ar bed, rac an drous; ha gant disposicionou mad, en em goller, en em daoner.

Prezervit ac'hanon dious ar maleur-se, ô va Doue. Disqet oc'h eus din guirioneou important; tostât a reont ac'hanon d'ho Rouantelez; mes ne antrein qet ennàn, ma ne rên qet ho carantez ebars em c'halon. Roit din eta ar garantez-se, ha ne c'houlennàn qen. *Amen.*

## CCLIII. MEDITACION.

*Jesus a intêroch ar Scribet hac ar Pharisianet var sujet ar C'hrist.* Maze. 22. 41-46. Marc. 12. 34-37. Luc. 20. 40-44.

1. „ Ha den ne gredas muy ober qestionou „ dezàn. Mes ar Pharisianet o veza assamblet, „ Jesus o intêrojas, en ur lavarat : petra a „ zonjit-u eus ar C'hrist? Da biou e zeo Mab? „ Da Zavid, a respontjont. Jesus a lavaras : „ Penos e lavar ar Scribet e zeo ar C'hrist Mab „ da Zavid, pa zeu David, inspiret gant ar „ Speret-Santel, d'en guervel e Otrou, o lavarat „ ebars en Leor ar Salmou : an Otrou en eus

„ lavaret d'am Otrou : azeit en tu deo dîn, „ qen a laqìn oc'h enemiet da zervichout da „ scabel d'o treid? Pa zeu David d'er guervel „ e Otrou, penos e zeo Mab dezàn? Ar foul „ a oa bras, ar bobl a zelaoue Jesus gant ur „ blijadur particulier. Den ne respontas guir „ dezàn, hac adalec an deiz-se ne gredas nicun „ en intêroji. „ An Doctoret ne allent qet respont d'an difficulte a bropose Jesus, ha n'o devoe qet an humilite da c'houlen an esplicacion ous ar Mestr divin peini o intêroje. Maleur d'an hini ne glasq qet ar sclêrijen; brassoc'h maleur d'an hini a dec'h gant aon rac ar sclêrijen. Meditomp ar c'homzou eus ar Salm, pere a so rapportet gant hor Zalver.

2. J.-C. a so er memes amzer Otrou ha Mab da Zavid. Mab eo da Zavid, hervez ar c'hig hac hervez an natur humen; Otrou eo da Zavid, abalamour ma zeo Mab Doue, hervez an natur divin. David inspiret gant ar Speret-Santel, a roe da Jesus an hano eus e Otrou; ar memes hano a roomp c'hoas dezàn, abalamour m'en eus hor c'hrouet ha prenet. Gant peseurt carantez, gant peseurt confianç, gant peseurt respet ne dleomp-ni qet prononç un Hano qer precius!



3. Jesus a so azeet en tu deo d'e Dad. Hennez eo an termen a beini, abaoue Asçansion hor Zalver, e zeo en em servichet an Ebestel hac an Avielerien, peini a so deut deomp ebars en Symbolen an Ebestel, hac a so implijet gant an Ilis Catholiq evit exprima he feiz. Pebes consolacion guelet ar memes termen implijet gant David qeyt amzer diaroc, ha gant qement a vajeste! Ar Scritur hac an Ilis a exprim dre ar gomz-se an dignite souveren eus a J.-C., e buissanç celestiel hac ar fin eus e labouriou divin.

4. Pegoulz e vezo rentet enemiet J.-C. ar scabel eus e dreid? En deiz ar Varn Jeneral an Otrou-Doue, goude beza lamet ar vuez digante, goude beza o divisqet eus a guement a antretene o orgouill hac o dizoboissanç var an douar, o ressuscito, a bresanto dezo e Vab ebars en e c'hloar hac en e vajeste, o forço da barissa en e brezanç evit receo an arêt diveza eus o reprobacion. Clêvet a reomp cana ebars en hon Ilizou ar c'homzou terrubl-se; o c'hana a reomp-ni hon-unan; n'en omp-ni qet insansibl evel ar Pharisianet? Ne vezimp-ni qet eus ar re a vezo confontet ebars en deiz a goler hac a venjanç?

Evit ne êrvo qet ar maleur-se ganén, ô va Zalver, e fel dìn ho carout a greis va c'halon, diminui da viana an niver eus an injuriou a rêr deoc'h, proculi ma viot adoret ha servichet gant an ol mac'h alfen. Delivrit ac'hanòn dious va fec'hejou dre ho mizericord. Santifiit ac'hanòn dre ho craç; rentit ac'hanòn unan eus ho servicherien fidel, evit m'en em rejouissìn gante en deiz eus ho triomph, ha ma celebrìn ho cloar ebars en ên epad an eternite. *Amen.*

## CCLIV. MEDITACION.

*Caracter ar Scribet hac ar Pharisianet.* Maze. 23. 1-12. Marc. 12. 38-39. Luc. 20. 45-46.

1. » Neuze Jesus, ous en em adressi d'ar bobl » ha d'e Zisqibien, hac o cuntinui d'o instrui, » a lavaras dezo : dioüallit ous ar Scribet hac ar Pharisianet. » Profitomp ni hon-unan eus a instruccion hor Zalver, evit dioüal ous ar Pharisianet eus hon amzer. *Ar Scribet hac ar Pharisianet a so azeet var Gador Moyses. Observit eta ha grit ar pez a lavarint deoc'h; mes ne imitit qet o œuvrou, rac lavarat a reont hep ober ar pez a lavaront.* Ma ne gundu qet ar re a so carguet d'on instrui, ur vuez conform d'an



instruccionou a roont deomp, sonjomp er reglen a ro amàn J.-C. : grit ar pez a lavaront, ha non pas ar pez a reont. Ne heuillomp-ni qet ur reglen opposet en ol d'an ol? Ne reomp attancionebet d'o c'homzou, ne zellomp nemet ous o oberou; droug-sonjal ha droug-prezeg a reomp anezo, credi a reomp êzet ar pez a lavar ar real a fal var o stad. Petra a bretantomp-ni dre eno? En em justifia? Comzou J.-C. a gondaon ac'hanomp. Daonacion ur Ministr ne ampecho qet va hini, mar imitàn e oal vuez; an direizamant memes eus e gundu a otorìs ar virionè a brezeg dìn, p'en em vel oblijet da anonç ar pez er c'hondaon, pa ne gred qet en dissimuli.

2. *Amari a reont bec'hiou ponner pere ne aller qet da zouguen, hac o laqont var dious coas an dud; mes int ne fel qet dezo touch penn o biz oute.* En peb amzer an hetifiqet a brezegue ar reform, en amzer ma voant direglet o-unan. Tenna a rent calz a dud var o lerc'h, abalamour ebars en o societe, djndan an hano a Relijion rigorius, mes peini ne oa nemet en apparanç, pepini a oa mestr da heuill e oal inclinacionou.

3. *Ober a reont o ol accionou evit beza guelet gant an dud.* Peguement a œuvrou mad

ampoezonet, chenchet en pec'hejou dre an dezir-se! Mes J.-C. a vel fonç hor c'halon, peini ne velomp qet avichou ni hon-unan, ha pebes confuzion pa vezo dizoloet dirac faç ar bed ol! *Carout a reont douguen bandennou ledan, var bere e màn ar c'homzou eus al Lezen, ha caout freinjou hiroc'h. En em blijout a reont o pourmen gant séou bras.* Ar vanite-se ha n'en em gav qet c'hoas bremàn ebars en tud ous pere an humilite hac ar vodesti a zere ar muya? *Carout a reont caout ar c'henta plaçou ebars er repasiou, ar c'henta cadoriou ebars er Sinagog. Carout a reont beza saludet ebars er plaçou publiq, ha beza galvet mestrou gant an dud.* Ar memes orgouill ha n'en deo qet c'hoas cos da vurmurou, da zisputou, marteze d'an diveza maleuriou?

4. *Evidoc'h, ne glasqit qet beza hanvet Otrone, rac n'oc'h eus nemet un Otrou, ha c'houi a so ol breudeur. Ha ne hanvit den var an douar ho tad, rac n'oc'h eus nemet un Tad peini a so en énvou. Ne glasqit qet beza hanvet mestrou, ab alamour n'oc'h eus nemet ur Mestr peini eo ar C'hrist.* J.-C. a oppose an difen-se d'ar speret a vanite hac a ambicion peini a gun-due ar Scribet hac ar Pharisianet. Disqibien



J.-C., peseurt avantachou, peseurt digniteou benac o defe, en em hanav ol evel breudeur; n'o deus nemet ar memes Tad, peini eo an Otrou-Doue; n'o deus nemet ar memes Otrou, peini o gouarn, ar memes Mestr evit o instrui, hac an Otrou, ar Mestr-se eo J.-C. An Ebestel da bere en em adresse J.-C. en ur fêçon special, o deus observet ar gourc'hemen-màn gant rigor; ne roent an eil d'eguile nemet an hano a vreur, pe o hanoyou a Bêr, Paul, Jacqes.

5. *An hini a so ar brassa en ho touez, a vezo ho servicher. Rac piou benac en em zavo a vezo humiliet, hac an hini en em humilio a vezo savet.* Ar maximou-se meditet mad a zisq d'ar superioret qen tamporel, qen spirituel, gant peseurt santimanchou e tleont qemer an hanoyou a Otrone, a Vestrou, a Zoctoret... An dud fidel a ro an titrou-se dezo dre respet evit o c'haracter hac o digniteou; mes bepret o tifferanti dioute evel ma zeo dleet, an Tad, an Otrou, ar Mestr souveren. Ar maximou-se a dle ober deomp refus gant fermete an titrou pere n'en int qet dleet d'hor c'harg, hac en em derc'hel ebars en humilite, pa roer deomp ar re a so dleet. An titrou roet evelse dre respet, ha douguet gant humilite

n'en int qet opposet d'an difen ar rê J.-C.

Ne bermettit qet, ô va Zalver, e teufe ho Ministret da ziansao dre vanite ar Groas, a beini oc'h eus c'houi grêt ho cloar. Grit ma recevint gant poan ha nonpas gant plijadur an homajou a renter dezo, ha ma tiouallint ispicial ous an orgouill, mar en em gavont ur vech benac ebars en occasion da zifen o renq hac o zitrou. Prezervit ho pobl dious ar falz Doctoret, pere n'o deus nemet an diavez eus ar vodesti hac an humilite, pere, dindan an apparanç eus ar vertuz, a ro al liberte d'ar viçou, pere, dindan ar voal eus ur binijen rigorius, a ra dishanaout ar zourcen eus ar zilvidiguez. *Amen.*

## CCLV. MEDITACION.

*Mallozou prononcet enep d'ar Scribet ha d'ar Pharisianet.* Maze. 23. 13-22. Marc. 12-40. Luc. 20-47.

1. „ MALEUR deoc'h, Scribet ha Pharisianet „ hipocrit, abalamour ma serrit ous an dud „ Rouantelez an Ên! Rac ne fel deoc'h nac „ antren, na lezel da antren ar re a garfe antren.„ Peguement e tle pepini ac'hanomp caout aon



n'en effe lod ebars er vallos terrubl-màn! Peguement en em roe d'ar vad hac a vije bremàn ebars en Rouantelez an Ên, ma ne vijent bet distroet dre vignonet fos, dre hipocritet! N'on eus-ni netra da rebech deomp hon-unan var ar poent-se? Hor c'homzou, hon exemplou ha n'o deus distroet den dious hent ar zilvidiguez? Ha penos repari ur c'hrim qer bras, nemet dre ur binijen rigorius, hac ur guir zêl evit silvidiguez an eneou, evit o zouten, o zicour, o ancouraji ebars en o disposicionou mâd, hac ous o distrey hac o difen, dious an dud scandalus.

2. *Maleur deoc'h, Scribet ha Pharisianet hipocrit, pere a zevor tiez an intanvezet, var digare pedennou hir; abalamour da ze e recefot ur varnidiguez muyoc'h rigorius.* Condaonacion just meurbet! Ar memes condaonacion a goez var enemiet an Ilis, pere, var digare ur rigor hipocrit, a laqa o ideou fos ebars en penn ar graguez, a ra dezo carout an disputou ha decida var ar matieriou a relijion, o tenna arc'hant digante evit beza o zromplet. Ar graguez a dle hanaout an Ilis, ha tec'hel dious ar re a attaq he otorite hac an oboissanç dleet d'ar Bastoret lejitim.

3. *Maleur deoc'h, Scribet ha Pharisianet hipocrit, abalamour, ma rit tro ar môr hac an douar evit caout un disqib neve, ha goude moc'h eus-àn cavet, en rentit buguel an ifern diou vech muyoc'h eguedoc'h.* Ar zêl apostoliq peini a ra ober an dro d'an douar ha treuzi ar môr evit cresqi Rouantelez J.-C., n'en em gav nemet ebars en Ilis Catholiq : ar gomz-se appliqet amàn gant hor Zalver d'ar Pharisianet ha d'ar Scribet, a sinifi penos e rent o fossubl nonpas evit convertissa ar bec'herien, mes evit tenna tud en o farti. Ar memes tra a ra c'hoas ar societeou separet dious an Ilis. An experianç a brouv ar pez a lavar amàn J.-C., penos successoret ar re vechant a so mechantoc'h eguete. *Bugale an ifern :* an termen-se n'en eus qet parisset re gre d'ar Mestr divin eus ar virione hac an doucter : tleout a raje corija ar re a exerç ur zêl qer cruel ha qen injust ; hac arêti ar re a essaer da angaji ebars en errol.

4. *Maleur deoc'h, cunduerien dal, pere a lavar : mar tou un den dre an Templ, qementse n'en eo netra; mes mar tou dre an aour eus an Templ e zeo oblijet d'e le. Tud direzon ha dal ma zoc'h ! peini a dleer da istimout ar*



*muya, an aour pe an Templ dre beini e zeo santifiet an aour? Ha mar tou, emedoc'h-u, un den dre an Oter, qementse n'en eo netra; mes piou benac a dou dre an donezon peini a so var an Oter, hennes a so oblijet d'e le. Tud dal ma zoc'h ! peini eo ar brassa, an donezon peini a zo var an Oter, pe an Oter dre beini e zeo santifiet an donezon?* Interest maleurus ! a beguement a leoudouet fos, a injustiçou, a dallentezou n'en out-de qet cos ? Ar remed ous an drougou-se, eo en em regli var ar maximmàn eus hor Zalver, penos eo an Templ a zanctifi an aour, ha penos eo an Oter a santifi an offrançou a rêr var an Oter, hac a bere ar Vinistret a el ober un uzach lejitim. *An hini eta a dou dre an Oter, a dou dre an Oter ha dreguement a so var an Oter, ha piou benac a dou dre an Templ, a dou dre an Templ ha dre an hini a chom ebars en Templ; hac an hini a dou dre an Én, a dou dre Drôn Doue ha dre an hini a so azeet var an Trôn-se.* Dre an traou visibl en em zavomp etreze an traou invisibl. Ebars en Templ; bezomp penetret eus ur respet relijius evit an hini a ra ennàn e zemeuranç evit receo hon homachou hac exoci hor pedennou. Guelomp gant daoulagad ar

feiz an hini a so an Oter memes, ar Bêleg hac ar Victim; guelomp ar c'halonou eus ar guir dud fidel purifiet ha santifiet dre ar galon a J. C., gant peini en em unissont. Refus a rimp-ni en em unissa hon-unan gant Jesus hac e zervicherien? O sellet ous an ên savet a uz d'hor penn, sonjomp e zeo Trôn an Otrou-Doue, peini a gontemnl hac a varn ac'hane an Nacionou hac ar Rouane; penos an ên eo ar plaç delicius da beini e c'halv ac'hanomp; penos e recompanç eno bremàn ar re a so bet fidel var an douar ebars er memes combajou hon eus-ni c'hoas da zouten.

Difennit, ô va Doue, oc'h Ilis ous an ifern hac e vinistret. Soutenit ho servicherien fidel pere n'o deus qen interest nemet evit ho cloar ha silvidiguez an eneou. Prezervit ho pobl dious an dromplerez seul-vuyoc'h redoutabl, mac'h attaq ar feiz hac ar vuez-vad. Antretenit ar zêl apostoliq, peini a form ebars er vroyou pella hac ar muya barbar, bugale dign eus oc'h Ilis. *Amen.*





## CCLVI. MEDITACION.

*Mallozou al enep d'ar Scribet ha d'ar Pharisianet.* Maze. 23. 23-33.

1. „ MALEUR deoc'h, Scribet ha Pharisianet „ hipocrit, pere a bê an deog eus ar menth, an „ aneth, ar c'houmin, en amzer ma abandonit „ ar pez a so ar muya important ebars el Lezen, „ da c'houzout eo, ar justiç, an drugare hac „ ar feiz vad. Ret e oa ober an traou-se, hep „ lezel ar re-màn. Cunduerien dal, aon oc'h „ eus rac ar fubuen, hac e lonqit ar c'hanval. „ Ha n'en eo qet hemàn hor portret? Ober a rêr scrupul, en em accusi a rêr a draou indifferant pe lijer, ur fubuen a occup ac'hanomp. Mes var an obligacionou a justiç, a vizericord, a feiz vad, var ar zantimanchou eus hor c'halon, var ur goal banchant, var ur goal habitud, ne rêr qêt attancion; ar pec'hejou grevus a gometer hep remorz. Cetu aze penos e lonqer ar c'hanval. Pepini a dle en em examina, en em gorija, evit nonpas meritout ar vallos prononcet gant hor Zalver.

2. *Maleur deoc'h, Scribet ha Pharisianet hipocrit, pere a netta an diavez eus an tag*

*hac ar plad, en amzer ma zoc'h en diabars leun a rapinerez hac a impurete.* Feiz, Relijion, honestis, ne c'houlenfemp na lavarat nac ober netra a guement a rofe da zoupçoni memes penos n'on eus qet ar vertuziou-se. Mes petra eo hor zonjesonou, hon deziriou, hon œuvrou secret? *Pharisianet dal, comancit dre nettât an diabars eus an tac hac ar plad, evit ma teuyo net ar pez a so en diavèz.* Ha n'en deo qet hor buez delicat ha sansuel ar frouez pe ar zourcen eus ar pec'het, ar frouez eus ar rapinerez, ar zourcen eus an impurete? Comançomp dre restitui ar madou drouq-acquisitet, dre bêa ar c'hreançour, ar micherour, ar zervicher-hont; dre zoulaji ar beorien; dre gundui ur vuez bur, sobr, penitant, hac an diavèz a deuyo net anezàn e-unan. Mes ne guemerer qet ar boan-se; gant ma vezo reglet an diavèz, gant ma vezo contant an dud, e creder n'en eus ezom a guen.

3. *Maleur deoc'h, Scribet ha Pharisianet hipocrit, abalamour ma zoc'h hànval ous beziou guennet, pere a ziavèz a baris caer da zaoulagad an dud, mes pere a ziabars a so leun a esgern tud varo hac a bep seurt breniadur. Evelse a ziavèz e parissit just da*





*zaoulagad an dud, hac en diabars e zoc'h leun a hipocrisi hac a fallentez.* Penos e tleomp consideri ar pez a so caer dirac daoulagad an dud? Ar re o deus an apparanç a dud honest en calz a boentchou, mar deu ur c'huez ôbrius, ur gomz enep d'ar feiz, enep d'ar burete, manierou re familier pe re libr da zizôlo deomp ar bed, pellaomp, torromp pep comerç gante, ne gonservomp gant ar seurt tud-se qen lèzon, nemet ar pez a c'houlen absolumant ar garantez hac ar civilite. En em gonsiderompni hon-unan. Ma velfe ar real ar vileni eus hon interior, e varvfemp gant ar vez hac ar gonfusion. Mes ne dromplomp qet an Otrou-Doue. Ar vurailh memes eus ar bez a goeo hep dale, ha ne barisso muy nemet ar vreinadur. Perac ne hastomp-ni qet en em burifia, qent ma teuyo an deiz terrubl-se d'or golo demeus ur gonfusion eternel?

4. *Maleur deoc'h, Scribet ha Pharisianet hipocrit, pere a vatis beziou d'ar Brofetet, hac a orn ar pez a c'holo an dud just, ha pere a lavar: ma vijemp bet en amzer hon tadou, n'on devije qet scuillet gante goad ar Brofetet.* An errol hac ar viç o deus bepret persecutet ar feiz hac ar vertuz; mes ar berse-

cutoret o deus bepred persecutet o excejou o comz a zoucter, a humanite, a charite, a supportamant. Mes ar fêjou o deus ul langach al Henori a rên ar Verzerien, hac ec'h imiter an re o deus e laqet d'ar maro. *Evelse e rentit testeni deoc'h oc'h-unan penos ezoc'h bugale d'ar re o deus laqet ar Brofetet d'ar maro. Echuit eta da heurgarga ar muzur eus ho tadou. Serpantet, raç an aëred-viber, penòs ec'h evitot beza condaonet da dân an ifern?* Ar Pharisianet a anaô beza hervez an natur bugale da vuntrerien ar Brofetet. Disqeus a rejont ive e voant o bugale hervez ar speret hac an c'haracter, o persecuti Jesus, hac ous en laqat d'ar maro. Ar c'homzou terrubl a bronong J.-C. amàn enep d'ar Pharisianet, ha ne spontint qet erfin ar re o deus ar maleur d'o imita, an dud libertin hac an heritiqet? An deiziou eus e zoucten, cazi en deiz anoc e varo, man comz oute gant qement a rigor, penos ezreto en deiz demeus e justiç coleret? Piou ne dle qet caout aon n'en deffe lod ebars en o c'hrim, ebars en o jujamant, ebars en o c'hondaonacion, ebars en o ifern?

Roit din ho craç, ô va Doue, evit ne lacin



qet ar siel var va reprobacion, ô qemer parti an errol. Delivrit ac'hanon dious ar speret pharisaïq, peini ne reform nemet an diavèz; peini dindan an diavèz eus ar Relijion, à vès ar feiz, ar justiç, ar garantez; peini var digare souten interest ar Relijion, ne zelaoû nemet ar gassoni hac an anvi. Roit din ho speret, ha dreizàn ur garantez constant hà jenerus evit ar virione, ar burete à galon hac ar zacrifiç eus va passionou. *Amen.*

## CCLVII. MEDITACION.

*Ar persecucionou hac ar bunicion anèzo.*

Maze. 23. 34-39.

1. „ ABALAMOUR da ze e qàcin deoc'h Profeted, tud fur ha Doctoret; hac e lazfot dârn anèzo, e crucififfot dârn al, ha foueta a refot re al ebars en ho sinagogou, hac o persecutot a guèr da guær. „ S. Lucas a lavar penos furnez an Otrou-Doue à zigaço ar Brofetet; hag eta eo furnez an Otrou-Doue. Ni a felfe deomp ec'h ampechfe an Otrou-Doue an ol dizurzou, ec'h atelfe brec'h an dud fal, evit ne allent qet noazout d'an dud just, trompla a spontz ar re ignorant hac aonic. Furnez humen,

en em humiliit hac adorit. Ret eo m'o defe ar Brofetet occasion da zisqeuz o fidelite, da brouvi o c'hourach, da beurgarga ar muzur eus o meritou hac o gloar. Ma ne vije qet bet a bersecutoret, an Ilis ne dije qet bet a Verzerien. Furnez an Otrou-Doue a denn eus ar brassa eus an ol drougou, peini eo ar pec'het, ar mad brassa, peini eo e c'hloar ha gloar e zervicherrien. An Otrou-Doue a oppos an Doctoret d'ar re a glasq trompla ar bobl; ha ma ne fel qet d'ar bobl beza tromplet, ec'h al distinga êzet ar Profet dious ar persecutor, ar re o deus o mission digant J.-C. hac a so hanaveet gant an Ilis, dious ar re a so deut a lec'h al hac a zistro an dud dious an oboissanç dleet d'ar Bastoret lejitim. Ur vech benac ec'h aller beza surprenet dre un ide fos; mes pa vezer a feiz vad e retorner hep dale d'an hent eün. En peseurt tu e zomp-ni en em laqet? Pe ar Bastoret, pe an dromplerien hon eus-ni selaouet? Goude ar zicouriou en eus roet an Otrou-Doue deomp, e tlefemp beza Sent; hac e zomp c'hoas lach, clouar, sempl, marteze memes pec'herien vras.

2. *Evit ma coezo varnoc'h an ol goad inoçant scuillet var an douar abaoue goad ar just Abel bete goad Zacharias, mab Barachias, peini oc'h eus lazet etre an Templ hac an Oter.* Ar stad horrubl hac hep exempl en peini e màn ar Judevien abaoue tost da zaou vil bloaz, a so evit an ol nacionou un desteni terrubl eus a venjanç an Otrou-Doue. Seblantout a ra, hervez ma lavar hor Zalver, penos an Otrou-Doue a ra dezo pêa evit ar goad scuillet adalec Abel, ar c'henta victim eus ar jalousi, betec an diveza merqet ebars el Leoriou Sacr, betec ar Bêlec-bras Zacharias, pe Joïdas. Peguemènt a nacionou a so bet exterminet dre an effet eus a goler an Otrou-Doue, palo devoa peurgarguet ar muzur eus o c'hrimou! Petra e vijemp ni hon-unan, ô Doue zantel ha terrubl, penevert an eneou just pere a arrêt ar biriou eus ho coler! Abuzi a rimp-ni bepret eus an dele a accordit deomp c'hoas evit ober pinijen?



3. *Me lavar deoc'h en guirione, qementse ol a goezo var ar jeneracion-màn.* Jerusalem a jouisse eus ar peoc'h hac an abondanç; ar bobl custum da glêvet gourdrouzou an Otrou-Doue, hep guelet an effet anezo, ne grede qet e velje ous en em accomplissa ar gourdrouzou a rê J.-C. Mes seul-vuy e zeo differet

justic an Otrou-Doue, seul-vuy e zeo tost, abalamour an termen a so merqet. Abars nebeutoc'h eguet daou-uguent vloas, Jerusalem ne oe muy, hac an nacion a oe disperset. Ha ni, petra so coz n'on eus qet aon rac coler an Otrou-Doue? Abalamour mac'h espern ac'hanomp abaoue hir-amzer? Mes seul-vuy a so a amzer, seul-dostoc'h eo an termen. Deut eo evit calz pere hon eus guelet o vervel pa gredent caout amzer da veya; ha ni a so c'hoas en buez; hac e yevomp, nonpas evit ober pinijen, mes evit cresqi an nombr eus hor pec'hejou. Ar maro hac an ifern a c'horto an darn-vuya ac'hanomp evit beza o victim, ha ne grenomp qet, ne chenchomp qet! Pel a so e clêvomp ar gourdrouzou, ha ne velomp qet an effet anezo; qementse memes a dle hor sponta; rac seul-beloc'h a so ma zomp ous o c'hlêvet, seul-nebeutoc'h a amzer hon eus d'o c'hlêvet. Marteze er bloa-màn, er mismàn e vezo un deiz en peini ne chomo qet un heur ganeomp. Ah! profitomp eta eus an amzer hon eus c'hoas, evit chénch coler an Otrou-Doue en mizericord. Amzer brecius! Un deiz en dezirimp ha n'en obtenimp qet. Profitomp eta, qeyta ma zeo accordet deomp.



4, *Jerusalem, Jerusalem, peini a laz ar Profetet, hac a vassaer ar re a so caret dit, peguen alies em eus deuvet destum da vugale, evel ma testum un yar he ne vunud dindan he diouesqel, ha ta n'e c'heus qet deuvet!* An gomparêzon a beini en em zervich amàn J.-C., a zizolo deomp ar garantez tener hac ardant gant peini en eus clasqet ac'hanomp, presset ac'hanomp d'en em rêy dezàn antieramant, en amzet m'eh offancemp, ma pellaemp diontàn, ma vouguemp ar remorzou, an ispuracionou mad, pep sonjeson a zilvidiguez. Ha n'on eus qet deuvet! Comz peini a dle hor c'hasga a confusion, hac hon douguen d'ar pinijen ar muya sincer. Ma rezistomp c'hoas ar volonte determinet-se d'en em gol a vezo evidomp ebars en ifern ar sujet eus an c'hruella dizesper.

5, *An amzer a dosta en peini ho ti a chomo desert; rac m'en discléry deoc'h: adalec ar moment-màn ne velfot muy ac'hanon, qen a leverfot: biniguet ra vezo an hini a dei en hano an Otrou.* Un ti abandonet à so un imach demeus un ene privet eus ar c'hraç santifiant; privet eus an Otrou-Doue, hep vertuziou, hep meritou, hep œuvrou mad; demeus

un ene carguet a bec'hejou a bep seurt, a effet hac a volonte, a sonjezonou hac a zeziriou, a zellou hac a gomzou; demeus un ene peini a goez en ifern, en peini he c'hol a so irreparabl hac eternel... Jesus a oa var ar poent da zortial eus an Templ evit ar vech diveza. Ar moment en peini e voa c'hoas J.-C. ebars en Templ, eo evidomp ar moment presant a beini mizericord an Otrou-Doue a bres ac'hanomp da brofita. An amzer a so bêr, hep dale ne vezo muy evidomp; an amzer-se ur vech tremenet, n'or bezo muy Jesus evit Salver; n'er guelimp muy nemet evel ur Barner redoutabl. Anzao a rimp neuze, en despet deomp, penos e zeo an hini a so bet digacet gant an Tad celestiel penos an ol benediccionou a so dleet dezàn. Mes hon declaracion o veza forcet, ne allo qet distrêy divarnomp an arrêt demeus an daonacion eternel. Ah! hanavomp bremàn J.-C., evit ma tistroyo divarnomp un hevelep maleur!

Ia, ô va Zalver, oc'h hanaout a ràn evit Mab Doue; en lavarat a ràn gant oc'h Ilis: biniguet ravezo da viqen an hini a deu en hano an Otrou! C'houi a fel din da zelaou, da garout, da zervicha, ô Jesus, ô va Redemptor, ô va Barner! Va Zalver, e zoc'h qent eguet beza va Barner;



sovetait ac'hanòn dious va fec'hejou, purifiit ac'hanòn, ha va barnit goude. *Amen.*

## CCLVIII. MEDITACION.

*Offranç an Intanvez.* Marc. 12. 41-44. Luc. 2. 1-4.

1. „Jesus o veza azeet dirac ar c'hef peini a oa en qichen dôr an Ilis, a observe ar bubl „peini a dole eno arc'hant. Calz a bersona„chou pinvidiq a laqe somou bras. Hac un „intanvez paour o veza tostêt, a dolas daou „bèz bian pere a rê ar c'hart eus ur guennec.„ Doue a vel hon ol accionou interior hac exterior. Peguen effedus eo ar zonjezon-se evit hon distrêy dious pep droug hac hon douguen d'ar pratiq eus a bep mad! Guelet a ra hon inclinacionou, an occasionou favorabl hac an difficulteou en pere en em gavomp, hon tentacionou hac hor zicouriou; guelet a ra dre besourt rêzoniou en em gunduomp, pe dre respet humen, dre vanite, dre ambicion, dre interest, dre hipocrisi, pe dre garantez, dre zêl, dre an dezir da blijout dezàn, da observi e Lezen ha d'en em santifia hon-unan. Guelet a ra pe ni a labour gant soign pe gant neglijanç, gant ferveur pe gant lacheté, a

volonte vad pe qazi en despet deomp. Guelet a ra ha ni n'en em estimomp qet evit an nebeut a vad a reomp, ha ni n'en em blijomp qet ebars er veuleudi a roer deomp evit hor labouriou, evit hor fatiq. Tleout a reomp en em humilia, abalamour ma reomp qer nebeut, abalamour mac'h alfemp ober calz ouspen, abalamour ebars en nebeut a reomp en em vesq qement a zefotou, ma tleomp caout aon n'on effe merit ebet.

2. *Neuze Jesus, o veza galvet e Zisqibien, a lavaras dezo: me lavar deoc'h enguirione, penos an intanvez paour-se he deus roet muy eguet qement o deus laqet ebars er c'hef. Rac ar re al ol o deus laqet demeus ar pez a ellent da zioüeret, mes homàn he deus roet eus he faourente memes, qement he devoa, ha qement a chome ganti evit beva.* An Otrou-Doue a varn ar pez a roomp pe a reomp evitàn dre an disposicion demeus hor c'halonou. An dud pinvidiq n'o deus eta nep sujet da veza glorius, nac ar beorien d'en em digouraji, pa el ar beorien rêy hac ober evit Doue qement hac an dud pinvidiq, ha meritout ebars en ên ur gurunen egal d'o hini. Ar bed a so douguet en faveur ar re vras, hac a estim qement a



reont, elec'h ne ra qet attancion d'ar vertuz paour hac ignoret; mes ar jujamanchou fos eus an dud a vezo reformet un deiz, var ar jujamant eus an Otrou-Doue, peini a so ar virione memes.

Peguer douç eo ho servicha, ô va Doue! Hanaout a rit qement a ràn hac a felfe din da ober evidoc'h. Derc'hel a rit cont eus an eil hac eguile; recompanci a refot va ouvrou disterra ha va deziiiou memes. Peguer just eo, ô va Mestr Souveren, e rofen deoc'h qement am eus, qement a zepant ac'hanòn; ma consacrfen deoc'h va madou, va amzer, va nerz, pa em eus pep tra diganeoc'h! Ah! petra a allàn-me da ober en comparêzon d'ar pez oc'h eus grêt evidòn, ha d'ar pez a allit da c'houlen diganén? Roit din, ô Jesus, an humilite, ar jenerosite, ar garantez eus an intanvez paourse peini a broposit din evit exempl. *Amen.*

## CCLIX. MEDITACION.

*J.-C. a anonç an distruch a Jerusalem hac ar Varn diveza.* Maze. 24. 1-4. Marc. 13. 1-5. Luc. 21. 5-8.

1. "Jesus o veza sortiet eus an Templ evit "en em denn, e Zisqibien a deuas d'e gaout

„ evit ober dezàn remerqout ar vrasder eus „ an edifiç-se. Hac unan benac o lavarat dezàn, „ o comz eus an Templ, peini a oa batisset „ a vein caer, hac ornet a bresantchou pin- „ vidiq : Mestr, guelit pebes mein, pebes edi- „ fiç ! Jesus a respontas : guelet a rit ar vati- manchou-se ol ; me zisclêry deoc'h en guirione, „ dont a ray un amzer en peini qement a velit „ a vezo distrujet, ha ne clfomo qet men var „ men. “ En plaç an Templ manifiq-se a beini Jesus a anonç amàn an distruch, e velomp hon Ilisou muyoc'h santel ha muyoc'h majes- tuus c'hoas dre ma comprenont J.-C. guir Doue ha guir Den. Gant peseurt respet, gant peseurt anaoudeguez vad ne dleomp-ni qet antren enne ? En plaç Lezen Moyses, peini a finisse gant an Templ, pa ne alle beza pratiqet nemet ennàn, e velomp al Lezen a c'hraç roet d'an dud gant J.-C. Mab uniq an Otrou-Doue, ha scrivet en ho c'halonou gant ar Speret-Santel. Ha ni a ouffe biqen meuli aoüalc'h mizericord an Otrou-Doue evit ar boneur a brocur deomp dre J.-C. ? Pebes sujet a joa pa velomp an traou bras-se accomplisset evel ma voant anoncet gant ar Brofetet ancien, ha gant J.-C. an oteu eus al Lezen Nevé hac eus hor zilvidiguez !



2 *O veza azeet neuze var mene Olivet dirac an Templ, e Zisqibien a deuas d'en caout en particulier. Ha Pêr, Jacqes, Yan hac Andre, o veza en qemeret a goste, a c'houlennas digantàn : Mestr, lavarit deomp pegoulz ec'h êruo qement-màn, ha peseurt sin a vezo ma màn an traou-se var arpoent da veza accomplisset ; petra a vezo ar sin eus ho Tonidiguez hac eus an dizolo eus ar siecl. Jesus a respontas dezo : teulit plet ne deufe den d'o trompla.* An Ebestel a intêroch J.-C. var an amzer, var ar signou, var e Zonidiguez ha var an dizolo eus ar siecl. Evit an amzer, Jesus ne respont netra ; evit ar signou, ne gomz anezo nemet en qement ha ma zeo necesser, evit crevât ar feiz, regli buez an Ebestel hac hini ar Gristenien, inspira d'an ol un doujanç saluter hac an douça esperanç. Evit ar pez a c'houlennont var e Zonidiguez ha consommacion ar siecl, ebars er pez a lavar dezo var an distruch a Jerusalem, ec'h elfont un deiz hanaout ar pez a sel an distruch antier eus ar bed, pa deuyo J.-C. en eil guech var an douar evit barn ar re veo hac a re varo. Erfin o comz demeus ar Varn Jeneral, J.-C. ne zifferant qet an distruch antier eus ar bed,

dious maro pepini ac'hanomp en particulier, abalamour ar maro a laqa ac'hanomp evit biqen ebars er stad en peini en em gavimp en deiz ar Varn Jeneral, hac an deiz eus hor maro a so evidomp an deiz diveza eus ar bed.

O hor Mestr divin, imprimit don ebars en hor c'halonou an instruccionou important-se, pere a adresjoc'h deomp qent hor c'huitiât. Guelet a reomp amàn ho qenta donidiguez, an etablissamant poanius eus ar Gristeniach var an douar, oc'h eil donidiguez hac an triomph glorius hac eternel eus ar Gristeniach ebars an êu. Guelet a reomp ho furnez, ho madelez, ho chustiç, ho crandeur, ho magnifisanç, an operacion sansibl eus ho Tivinite. Grit ma profitimp eus a guement hac a guer bras guirioneou. *Amen.*

## CCLX. MEDITACION.

*Qenta suit eus ar memes sujet.* Maze. 24. 4-8. Marc. 13. 5-8. Luc. 21. 8-11.

1. „ TEULIT evez ne vec'h tromplet. Rac „ dont a rêy calz dindan vá hano, o lavaret: „ me eo ar C'hrist, hac an amzer a so tost; „ ha trompla a rint un nombr bras á dud. „ Dioüallit

„ Dioüallit eta erfat ne deufac'h d'o heuill. „ Qent an distruch a Jerusalem, an dromplerien a guemere an hano a Grist; en qemer a rint c'hoas vardro fin ar bed. Entre an diou amzerse an dromplerien a lavar, darn : ni eo an Ilis, an Ilis reformet, an Ilis pur, darn al : ar Relijion n'e deo nemet superstición ha fanatism; ar rêzon hepqen a dleer da zelaou. Calz a so bet, calz a vezo c'hoas tromplet. Mes qementse a so bet anoncet gant J.-C.; an nombr bras-se eta ne dle qet hor scandaliza. J.-C. o veza prouvet e vission divin, o veza roet d'e Ilis caracteriou dre bere e zeo êzet he hanaout; J.-C. o veza dizoloet an dromplerien, o veza hon avertisset da zioüal outè, ne vezimp tromplet nemet dre hor fot. Bezomp en eves, hervez Gourc'hemen J.-C., ha birviqen ne goezimp ebars en errol.

2. *Ha pa gléfot comz a vrezel hac a sedicion, n'en em droublit qet. N'o pezit qet aon, n'en em spontit qet : rac ret eo ma érufe an traou-se ol da guenta; mes ne vezo qet c'hoas ar fin : rac guelet e vezo o sevel neuze pobl ous pobl, rouantelez ous rouantelez.* Ar Brincet pere a ra ar brezel, o deus o dessenіou, hac an Otrou-Doue en eus e re,

ha desseniou an Otrou-Doue en em accomplis dre re ar Brincet. Doue, dre ar memes goalen, a bunis ar bec'herien, hac a recompanç an dud just. Ebars en amzeriou-se, enc fidel, bezit en peoc'h, en em acquitit eus a obligacionou ho stad, gortozit eus a zorn an Otrou-Doue qement a el êruout, souffrit, pedit, bezit sur penos pep tra a gontribuo da c'hloar Doue, da avantach an Ilis, ha d'o silvidiguez oc'h-unan. *N'en em spontit qet.*

3. *Beza e vezo vocennou, faminou ha crenaou douar en differant broyou. Signou ternubl ha burzudou a barisso ebars en é. Ha quementse ol ne vezo nemet ar c'homançamant eus ar poanyou.* Qement a so anoncet amàn a êruas qent an distruch a Jerusalem, hac a êruo qent fin ar bed. Qementse ol, sepet marteze ar burzudou celestiel a zanter hac a vezo santet cuntinuelamant. Peseurt demeuranç eo an hini hon eus er bed-màn? Un douar nebeut ferm dindan hon treid, ur môr tromplus, un ær ampoezonet; an ên alies control, dre ar glao pe ar sec'hor, an avel pe ar c'hurunou; impiete, ancoua eus an Otrou-Doue, crimou enorm, brezelliou, scandalou, cassoni, jalousi, calomni, injustiç, ravajou, muntrou, taniou-



goal, traitouriajou; tud pinvidiq rentet paour, tud puissant discaret, tud en faveur disgraciet, crimou dizoloet, clénvejou stagus, marvou subit, marvou hastet, famillou dishenoret. Cetu aze ar pez a veler pe a glêver bemdez. Mes ha pa alfemp evita qementse ol, ne evitimp qet ar maro; mervel a rimp, hac hon eus attach ous ar vuez-màn peini a renqomp da guittât!

Ne bermetit qet, ô va Doue, e ven qer dirêson. Grit ne chomìn var an douar-màn milliguet ganeoc'h, ebars en draouyen-màn a zaërou, nemet evit oboissa deoc'h, souffr, goela va fec'hejou, ober pinijen; grit ma huanadìn hep-ces entreze va bro celestiel, demeuranç a beoc'h, a zantelez hac a zeliçou, prometet d'ar re a zispriz an douar, hac a dro o ol zonjezonou entreze an ên.

## CCLXI. MEDITACION.

*Eil suit eus ar memes Profeci.* Maze. 24. 9-14. Marc. 13. 9-13. Luc. 21. 12-19.

1 „ MES qent ma êruo an traou-se ol, e „ vezot arrêtet, persecutet, tolet er prisoniou, „ treïnet dirac ar Rouane hac ar gouarnerien,

„ abalamour d'am hano. Grêt e vezo deoc'h „ parissa ebars en assambleou ar varnerien, „ cannet e vezot ebars er sinagogou, livret e „ vezot evit beza tourmantet. Laqet e vezot d'ar „ maro; un objet a gassoni e vezot d'an ol bo- „ bliou; ha qementse ol a êruo evit ma rentfot „ testeni dîn. „ Cetu aze ar pez o deus souffret an Ebestel, an Disqibien, ar Verzerien; cetu aze an hent a oad dre beini ar Feiz a so parvenet betec hon amzer. Ar bersecucion en em exerç muy pe nebeutoc'h en certen amzeriou, en certen plaçou, en certen circonstançou. Ar guir Gristenien a dle bepret beza prest da zouffr pep tra, pa zeo qestion eus ar Feiz.

2. *Neuze e vezo un amzer a scandal evit calz pere en em drahisso hac en em gassao an eil eguile. En em zevel a ray ive calz a falz Profetet pere a dromplo un nombr bras a dud. Hac abalamour ar fallentez a vezo abondant, carantez calz en em yeno. Neuze ar breur a livro e vreur d'ar maro, hac an tad e vab; ar vugale en em zavo enep d'o zadou ha d'o mamou, hac o laqo d'ar maro. Livret e vezot memes d'an Officerien gant ho tadou hac ho mamou, gant ho preudeur, gant ho qerent, gant ho mignonet; ha laqat a rint*



*calz ac'hanoc'h d'ar maro. Mes pa vezot livret entre daoularn ar varnerien, ne zonjit qet en avanç er pez ho pezo da lavarat. Laqit erfat ebars en ho speret penos ne dleit qet sonjal a ziaguent er pez ho pezo da respont evit en em difen. Mes lavarit ar pez a vezo inspiret deoc'h en heur memes. Rac me a laqo neuze ebars en ho qinou comzou qer leun a furnez, ne allo hini eus oc'h adversourien nac enebi ha rezista oute. An ol o devezo cassoni ouzoc'h abalamour d'am Hano.* Cetu aze an histor ous an ol bersecucionou he deus souffret hac a zouffro c'hoas an Ilis. Ne felfe qet deomp beza eus an nombr ar bersecutoret; mes diouallomp ne vemp eus an nombr an dud diavis pere en em lez da veza tromplet, pe an dud lach a bere ar garantez a deu d'en em yenât. Mar domp persecutet evit an Hano a Jesus, comprenomp hor boneur da veza hanval ous an Ebestel, ha rentomp graç d'an Otrou-Doue.

3. *Ret eo ma ve prezeguet aroc an Aviel ebars er bed, evit servichout da desteni d'an ol Nacionou, ha neuze e teuyo ar peurechuamant. Dre ho paciantet e possedfot oc'h eneou. An hini a bersevero betec ar fin, a*

*vezo salvet.* An ol Nacionou o devezo qent fin ar bed, an anaoudeguez eus an Aviel. J.-C. ne ro d'ar Bredicatoret qen arm hemet ar baciantet. Dre ar voyen-se e zeo bet establisset, en em zouten hac e cresq ar Gristeniach. Dre ar memes moyen e chouissimp eus ar peoc'h, e c'honeimp ar victor, ec'h avancimp ebars er vertu. Mes evit beza curunet, e zeo ret perseveri betec ar fin. Perseveranç difficil. Ar c'homançamant a so caer, a blich d'an ol; mes ar gonstanç a so difficil; ar berseveranç betec ar fin a so difficiloc'h c'hoas, ha calz ne berseveront qet. Judas a so un exempl terrubl a guement-màn. Un nombr bras, goude beza souffret evit ar feiz, o deus manqet pa voant var ar poent da receo ar gurunen. Real goude ur yaouanqis santel, o deus finisset dre ur gosni dishonest. Seul-vuy e tostaer d'ar fin, seul-bonneroc'h e teu ar bec'h, seul-vuy a effortchou a ra an drouc-speret, seul-vuy e tleomp ive pedi, beilla hac en em ancouraji dre ar vel eus ar recompanç.

4. *Ne vezo qet c'houi a gomzo, mes ar Speret-Santel. Qementse ol a éruo, ha n'en em gollo qet ur vléven eus ho penn.* Tud ignorant, graguez, bugale o deus confontet



ol furnez ar bed, ha trec'het an ol dourmanchou. Goad ar Gristenien a so bet scuillet a rivierou, hac hirio ar bed a so Christen. Goude un hevelep profeci accomplisset en ur fêçon qer patant, an hini a c'houlen c'hoas preuyennou, ne oar qet petra a fel dezàn. Evidomp, adoromp, meulomp an Otrou-Doue évit e vadelezou infinit. Mes corfou ar Zent, pere a so bet dispennet, beuzet pe dêvet, a so ebars en dorn an Otrou-Doue betec àn distêra blêven. An deiz diveza e ressuscitint glorius, hac e vezint admiracion ar bed hac ornamant an ênvou.

O va Doue, pa n'en eus muy a dirantet nac a vourrevien, grit ma imitìn ar benitantet santel, pere a voar en em grucifia o-unan ha douguen var o c'horf ar vortificacion a J.-C. Hep dale n'em bezo muy a gorf; mes qent ma vezo lamet diganén, e tennìn eus anezàn an avantach a el da brocuri dìn. Grêt em eus dezàn servichout d'ar fallentez; n'en lêzin qet da goeza en ludu, hep beza en em zervichet eus-anezàn evit ar justiç. *Amen.*

# CCLXII. MEDITACION.

*Trede suit eus ar memes Profeci.* Maze. 24. 15-28. Marc. 13. 14-23. Luc. 21. 20-24.

1. „ PA velfot eta un arme endro da Jerusalem, „ goezit e zeo prest da veza distrujet. Pa velfot „ ebars er plaç Santel an abominacion eus an „ desolacion anoncet gant ar Profet Daniel, „ hac ous en em gaout el lec'h ne dle qet „ beza, an hini a lenn, comprenit. Ar re a „ so ebars en Judee, tec'hint var ar menezïou; „ ar re a so en he c'hreis, sortiint, hac ar re „ a so ebars er vroyou, ne antreint qet. An „ hini a so var an dôen, ne zisqennit qet „ ebars en e di, ha ne antreit qet evit caç netra „ gantàn. An hini a vezo ebars en parqou, ne re„ toruit qet evit qemer e visqamanchou. Maleur „ d'ar graguez douguerezet pe vaguerezet ebars en „ deizou-se! Pedit, evit n'o pezo qet da dec'hel „ ebars er gôan, pe deiz ar Sabbat. „ An abominacion peini a vezo cos d'an desolacion ha d'an distruch ha Jerusalem, a vezo ive cos d'an distruch antier eus ar bed, hac a anonço ar Varn diveza. Mes evel an abominacion-se a rën bepret muy pe nebentoc'h ebars er



bed; an urz a ro J.-C. d'e Zisqibien da dec'hel, a sel ive pepini ac'hanomp. Ret eo tec'hel pront, hep gortos ar gôan eus ar gosni; rac a betra e vezer capabl ebars er sêzon drist-se? Calz ous en em disposi gant lenteguez da guittât ar bed, a so chomet hac a so en em gollet ebars er bed. Ret eo tec'hel gant ardeur. An issu-mad a zepant alies eus ar ferveur ebars en c'henta demarchou. Ret eo tec'hel evit bepret; pebes dizesper en heur ar maro, da veza retornet da ur vro scandalus, ha dre eno da veza en em anfoncet a neve ebars en diveza maleuriou!

2. *An dribulacion a vezo bras, abalamour an deiziou-se a so deiziou a venjanç, en pere e tle en em accomplissa qement a so bet scrivet. An douar a vezo accablet a zrougou, a vezo en un dienez vras, ha colêr an Otrou-Doue en em alumo enep d'ar bobl-se. Darn a vezo treuzet gant ar c'hleze, real a vezo caset en captivite etouez an ol Nacionou, ha Jerusalem a vezo foulet dindan an treid gant ar Jentilet, qen a vezo accomplisset amzer an Nacionou. An affliccion eus an deiziou-se a vezo qer bras, qen, adalec ar moment m'en eus an Otrou-Doue crouet*

*an traou ol bete vremàn, ne oe biscoas ha ne vezo higen tribulacion al hànval outì. Ha ma n'en devije an Otrou-Doue diverrét an deiziou, den ebet ne vije achappet.* Ar maleuriou-se ol a êruas gant ar Judevien pa oe qemeret o c'hær, ha disperset ar pez a chomas eus o Nacion. Ar memes maleuriou a êruo gant an dud en deiziou diveza eus a venjanç an Otrou-Doue. Darn anezo a êru bepret ebars er bed, guech en ur vro, guech en ur vro-al. Ar maleuriou-se a so un imach demeus a stad un ene peini a so en em abandonet d'ar pec'het. Pebes tribulacion, pebes remorzou, pebes spont, pebes dizesper! A beguer lies a dol marvel e zeo blesset, gant peseurt outrajou e zeo trêtet, insultet, foulet gant an treid! Esclaves d'an ol bassionou, he trein dre-ol he chaden galet, peini he stag ous an traou ar vila, ous an accionou ar mezussa! Ah! merc'h Sion, sortiit a gaptivite, en em armit a nerz, hijit ar poultr a beini e zoc'h goloet, hac en em visqit eus ho qenta gloar.

3. *Mes abalamour d'ar re choazet e vezo diverrét an deiziou-se.* An Otrou-Doue en eus dre-ol tud choazet; disposi a ra pep tra en o faveur, ne bermeto birviqen e vent tentet



en tu-hont d'o nerz. *Neuze ma lavar un re benac deoc'h: ar Christ a so amàn, pe so du-hont, n'er c'hredit qet. Rac sevel a ray Christet fos, Profetet fos, pere a ray burzudou bras, traou estonus, bete trompla, ma ve possubl, ar re choazet memes. Teulit plet eta, guelet a rit penos ec'h avertissàn ac hanoc'h diaroc. Mar lavarer deoc'h eta, cetu àn amàn ebars en dezert, n'en it qet d'ya Cetu àn amàn, ebars en plaç secret a, eus an ti, n'er c'hredit qet.* An dromplerien o deus implijet hag a implijo c'hoas qement a zl an ifern da brodui evit ober impression var ar spered jou. Mes J.-C. en eus hon avertisset, en eus anoncet pep tra, en eus roet deomp ar voyen d'en em brezervi; hor fot a vezo èta mar bezomp tromplet.

4. *Rac evel ul luheden peini a zorti eus an Oriant, a baris en un tol betec an Occidant; evelse e vezo donidiguez Mab an Den. Dre-ol e lec'h ma vezo ar c'horf, eno en em assamblo an erered.* Qenta donidiguez ar Messi, e ren er bed-màn co an Ilis; beza he deus caracteriou var bere ne al den beza tromplet, ma ne fel qet dezàn en em dalla e-unan. An Ilis a so visibl evel al luheden, unan, uni-

versel evel al luheden ; evel al luheden e ro sclêrijen adalec an Oriant betec an Occidant; a beseurt tu benac eus ar bed e seller ar sclêrijen eus an Ilis ebars en ol amzeriou, e veler e zeo comancet dre al luheden partiet eus an Oriant, da lavaret eo, dre J.-C. hac an Ebestel, hac e zeo cuntinuet a c'houdeves hep interrupcion. Cetu aze ar c'horf misterius a J.-C., ar Bastoret unisset gant o Chef visibl, endro da beini en em assambl hac en em assamblo bepred an erered, da lavaret eo, an eneou fidel.

Grit, ô va Zalver, ma chomin bete fin va buez unisset gant ho corf misterius. Grit ma recevin alies ha gant an dispocisionou necesser ho corf imolet var hon Oteriou, evit goude Resurreccion ar c'horfou, m'en em zavin etreze ho corf glorius, evit beza unisset gantàn hac en em vezur anezàn epad an eternite. *Am.*

## CCLXIII. MEDITACION.

*Pévare suit eus ar memes Profeci.* Maze. 24. 29-36. Marc. 13. 24-32. Luc. 21. 25-33.

„ QERQENT goude an deiziou se a dri„ bulacion, e vezo signou ebars en eol, el „ loar hac er stered. An eol a vezo tevallêt,



„ hac al loar ne royo muy he sclêrijen. Ar „ stered a goezo eus an êu, ha var an douar „ an Nacionou a vezo accablet ha consternet, „ ar môr oc'h ober un drous euzus dre ar mel„ ladur eus ar goajou. An dud a zizec'ho a „ spont ebars er gorto eus ar pez a dle êruout „ ebars er bed, hac ar vertuziou eus an êu „ a vezo brallet. Ha neuze ar sin eus a Vab „ an Den a barisso ebars en êu, hac an ol „ boblîou eus an douar a vezo ebars er brassa „ glac'har. En em abandoni a rint d'an daëlou „ hâl d'an huanadou, ha guelet a rint Mab „ an Den o tont var ar goabrennou eus an êu „ gant ur buissanç vras, ur vajeste vras hac „ ur gloar vras. Hac e caço e Ælez perei, „ dre ar son eus an drompill hac ur voez „ eclatant, a assamblo ar re choazet a bêvar „ c'horn ar bed, adalec an eil penn d'eguile „ eus an êu. „

2. An dizurz se ebars en êu, an drous ebars an môr, ar gonsternacion var an douar, o devezo o accomplissamant parfet en deiz ar Varn Jeneral; en memes deiz Jesus a barisso ebars en e c'hloar, gant e Groas, evit servichout dezàn da vàs-royal; an Ælez a assamblo endro dezàn ar rerchoazet, hac a zeparo anezo

dious an dud vechant, pere a vezo condaonet da dân an ifern. En peseurt tu e vezimp-ni? En peseurt tu é fel deomp beza? . Evit ar pez a sel Jesusalem, ar c'homzou-se a zinifi ar gonfusion eus an ol gondicionou etouez ar Judevien pa oe distrujet o Republiq hac o Relijion. Ar sin a Vab an Den a zinifi penos an distruch-se a oa ur bunicion sansibl eus an ên. Erfin an Ælez a represant an Ebestel hac o successoret, pere a labouro bete fin ar sieclou evit destum ar re choazet. Peseurt miraclou n'en eus qet grêt an Otrou-Doue evit digaç ar Relijion d'ar poent en peini he guelomp? Ha ni a el sonjal en qementse hep carout ha trugarecât Doue eus ur faveur qen immanç?

3. *Evidoc'h, pa velfot an traou-se o comanç en em accomplissa, sellit ous crec'h ha savit ho penn, abalamour ho redempcion a so tost. Ha neuzê e ras dezo ar comparézon-màn : considerit ar fiezen hac ar goez al ol. Pa gomançont bouta, ec'h ouzoc'h e zeo tost an ân ; evelsè pa velfot oc'h éruout an traou-màn ol, gouezit penos rên an Otrou-Doue a so tost, ha penos Máb an den a só ous an or.* Evit ar pez a sel Jerusalem, ar c'homzou-se



a zinifi penos, pa vije distrujet, Rom a vije ar pen-lec'h eus ar Feiz Gristen, ha penos ar rên eus ar Messi, an Ilis Catholiq, Apostoliq ha Romen en em establisje dre-ol, hac a zougje bleun ha frouez dign da veza presantet d'ar Pried Celestiel. Evit ar pez a sel ar Varn Jeneral, ar c'homzou-se a anonç an deiz eus ar zelivrançar re choazet. Pe ni a zavo neuze hon penn gant confiançz, pe ni a vezo ebars en gonstetnacion hac en dizesper?

4. *Me lavar deoc'h en guirione penos ar jeneracion-màn ne dremeno qet, ne vezo accomplisset an traou-se ol.* Evit ar pez a sel Jerusalem, coalz eus ar jeneracion en amzer peini e comze J.-C., a velas ar guær-se distrujet. Evit ar pez a sel ar Varn Jeneral, dre ar jeneracion ec'h aller ententi an douar hac an ênsmàn pere a dremeno neuze evit rêy plaç da un douar ha da ênvou neve... Ni en on separet dious ar Varn-se nemet dre ar spac'hêr eus ar vuez-màn, goude peini ne allin lober netra evit chench va destinacion. Peguen precius eo eta evidon an ol vomentchou em eus da dremen var an douar! *An ên hac an douar a dremeno, mes va c'homzou ne dremenint qet.* Evit ar pez a sel an deiz-se,

*an heur-sè, den n'en eus anaoudeguez a guementse, nac an Ælez pere a so ebars en ên, na memes ar Mab, mes an Tad hepqen.* J.-C. en eus hon avertisset eus ar pez a oa necesser deomp da hanaout, mes ne gontant qet ur guriosite inutil. Jerusalem a so bet distrujet; ar Varn a êruo; ne màn qet pel en egard da bepini ac'hanomp. Cetu aze ar pez a so certen. Pegoulz ec'h êruo ar Varn; an Ælez n'en ouzont qet; J.-C. en qalite eus hor Mestr n'er goar qet, petra benac ne ignor netra en qalite a Vab Doue. Profitomp ha demeus ar pez a so revelet deomp, ha demeus ar pez a so cuzet ouzomp, evit en em disposi da glêvet ur setanç favorabl.

Nan, ô va Zalver, ho comzou ne dremenint qet. Jerusalem, an Templ a so distrujet hervez ho Profeci. Qementse a so ar goarant eus ar pez oc'h eus anoncet var sujet ar Varn diveza. Credi a rân penos an douar hac an ênvou, penos ol Rouantelezou an douar gant o ol gloar a dremeno, hep ma chomo roud ebet anezo; credi a rân penos c'houi hepqen a rëno, penos ho rën ne dremeno qet ha n'en devezo qet a fin. Roit din ar c'hraç da veritout ur plaç ebars en ho Rouantelez. *Amen.*

CCLXIV.



## CCLXIV. MEDITACION.

*Fin eus ar Brofeci var an distruch a Jerusalem hac ar Varn Jeneral.* Maze. 24. 37-42.

1. „ Mes ar pez a êruas en amzer Noë, „ a êruo ive da Zonidiguez Mab an Den. „ Rac evel en amzer aroc an diluch an dud „ a dremene o amzer o têbri hac oc'h eva, „ a zemèze hac a zemeze o merc'hed, betec „ an deiz mac'h antreas Noë ebars en Arc'h, „ hà ne rejont refleccion ebet qen a deuas an „ diluch en peini e perisjont ol: evelse ec'h „ êruo da Zonidiguez Mab an Den. „ En em hardiat a rêr abalamour d'an nombr bras a real pere a so gourdrouzet coulz ha ni, ha n'o deus qet aon; beva a rêr ebars er blijadurezou evel pa dlefet beva bepret; erfin, ma ne allen qet ancouât antieramant an Otrou-Doue, ec'h imajiner penos, goude beza hor c'hrouet, ne rafors petra a refomp. Mes an Otrou-Doue n'en em gundu qet hervez hon illusionou; n'en eo qet aretet dre an nombr bras a bec'herien; an impiete a êchu da allumi e venjanç. Evelse ec'h êruas en amzer Noë, en amzer an distruch a Jerusalem; evel a êruo da fin

ar bed ; evelse ec'h êru beindez dre guement bunicionou publiq pere a zezol avichou ul lod vras eus ar bed.

2. *Neuze daou zen a labouro ebars en ur parq ; unan a vezo qemeret, hac un al a vezo lezet. Diou vreg a valo ebars en ur vélin ; unan a vezo qemeret, hac un al a vezo lézet.* Evit ar gourdrouzou particulier, ceta amàn penos en em abuser : mervel a ra tud yaouanq, mes nonpas an ol ; mervel a rêr var ar môr, ebars er brezel, mes nonpas an ol ; êruout a ra marvou soubit pe gazi soubit, mes nonpas gant an ol. Hen-a-hen a so maro ; mes re e laboure, un den debochet e oa, un imprudanç en eus grêt, n'en deoa qet a yec'hed. Mes real qer fur ha c'houi, qer yac'h ha c'houi a so bet surprenet. Ar memes tra a el êruout ganeoc'h. Bevit eta ebars en doujanç ha laqit urz vad en ho puez. Petra a vijac'h bremàn, ma vijac'h marvet ebars er circonstanç-hont, ebars en oad-hont, ebars en habitud, en dizurz-hont ? Peguen ingrat e zoc'h, ma ne garit qet an Otrou-Doue ! Peguen dirêzon mar n'en doujit qet !

*Beillit eta ; rac ne ouzoc'h qet da be heur e tle ho Mestr donet.* N'em avertisfac'h qet



evelse, ô va Zalver, ma felse deoc'h va zurpren ha va c'hol. Tennit eta ac'hanòn eus al languis en peini e vevàn, animit va feiz, grit din repari an amzer dremenet, ha profita eus an amzer bresant. Grit ma sonjìn hep-ces en ho Tonidiguez, m'er gortoìn gant confianç, evit m'en em bresantìn deoc'h gant carantez ; grit ma vezin unisset ganeoc'h ebars en amzer hac ebars en eternite. *Amen.*

## CCLXV. MEDITACION.

*Parabolen an Tad a famill peini a veillfe, ma vouife da be heur e tle al laer donet. Maro ur C'hristen clouar.* Maze. 24. 43-44.

„ Mes sonjit penos ma vouife un tad a „famill an heur da beini e tle al laer donet, „ne vanqfe qet da veilla, ha ne souffrfe qet „e ve toullet e di. Evelse en em dalc'hit „bepret prest, rac d'an heur ne ouzoc'h qet, „e teuyo Mab an den. « An den clouar n'en eus qet beillet, hac ar maro er zurpren. Ac'hane : „1. En eus glac'har evit an amzer dremenet. N'en eus qet grêt ar binijen qer recomandet, qer necesser dezàn evit effaci e bec'hejou, qen êzet qeyta ma voa leun a nerz hac a

yec'hed. Ar binijen-se n'en eo qet grêt, hac e zeo ret mervel. Tremenet en eus e vuez hep ober œuvrou-mad, hac an nebeut en eus grêt a so bet grêt en ur fêçon qen dibarfet, gant neglijanç, dre humor, dre necessite pe respet humen. Pedennou hep attancion, Sacramanchou recevet hep feiz ha devocion, accionou pe souffrançou hep intancion bur, hep memes beza bet offret d'an Otrou-Doue; en ur gomz, ur vuez ol naturel, ol humen, ol charnel, en lec'h ma tleje beza bet ol dreist-natur, ol fervant, ol divin. Gallet en eus ober, ne al muy ober, ha n'en eus qet grêt, hac e zeo ret mervel. Tremenet en eus an amzer hep avanç ebars er vertu. Bet eo reglet en apparanç, mes e inclinacionou n'en int qet bet trec'het, e habitujou n'en int qet bet distrujet; e maint er memes degre a nerz evel er gomançamant; marteze e zeo êt an droug var gresqi. N'en eus qet disqet antren êzet ennàn e-unan, sonjal en Otrou-Doue, en em unissa gantàn, en carout; nep degre a humilite, a baciantet, a zevocion, a ferveur; marteze memes en eus collet elec'h acquisita. Pebes buez! Hac evitse e voa bet roet?

2. An den clouar a so lach evit an amzer



bresant. Ar c'hlénvet, an anqen, an nec'hamant, an digousq, ar remejou a so ur matier abondant a verit evit ar re a oar profita anezo; mes ar C'hristen clouar, peini n'en eus qet profitet eus ar yec'hed evit en em santifia, ne brofit qet muy eus ar c'hlénvet. En em impacianti, en em glêm a ra, dies eo da gontanti, pe insupportabl memes evit ar re a so ous en servicha. Sellet a ra gant ur galon insansibl ous Croas J.-C., peini a dlefe douçât e ol boaniou. Ur C'hristen a dle mervel hervez exempl J.-C., oc'h ober d'an Otrou-Doue ar sacrifiç eus e vuez; a dle receo ar maro gant soumission, evel ur bunicion eus e bec'hejou. Ar sacrifiç-se a goust nebeut da un ene fervant, custum d'en ober epad ar vuez. Mes un den clouar n'er gra nemet gant ar brassa repugnanç, ar pez a ziminu e verit, pe en lam digantàn antieramant. Peguement a boan en eus ous en em distaga dious an douar, hac o trêy ous an êu! Ret eo qemer precocionou evit proposi dezàn Sacramanchou an Ilis, hac an anonç-se a so evitàn ur sujet a droublien. O receo a ra gouscoude; mes penos? Evel m'en eus-e recevet epad e vuez, hep goût, hep devocion, hep consolacion.

gant ur spont interior a beini e zeo qen sêzisset, m'en eus poan ous en dissimuli. O buez clouar, a beguement a avantajou e prives ac'hanomp en guele ar maro!

3. An den clouar a so morc'heded evit an amzer da zont. An dud clouar a so sujet da viret epad o buez douetançou hac ambarrassou a gonscianç, pere n'o deus bet biscoas ar gourach da broposi evit caout sclêrijen; bepret e c'hortoent un amzer muyoc'h deread evit en ober, ha dre un neglijanç maleurus o deus differet betec ar moment ma vanq dezo hac an nerz hac an amzer. Aon o deus n'o defe biscoas côvessêt erfat o fec'hejou marvel, n'o defe qet bet ur gontriccion sincer, n'o defe conservet ur certen attach, ur gomplesanç secret evit ar pec'hejou-se. Ebars en nombr bras a bec'hejou veniel pere o deus neglijet, o deus aon ne ve en em vesqet pec'hejou marvel, da bere n'o deus qet grêt muy a attancion. Neglijanç ebars en obligacionou eus o stad; ar zonjesonou, al liberteou, ar zellou en matier a impurete, ar gaou grêt ous an nessa en e vadou pe en e reputacion, yenien pe affeccionou a galon, distraccionou ebars er pedennou comandet, irreverançou ebars er plaç santel, o tostât



ous ar Zacramanchou. Epad ar vuez pep tra a baris lijer da un den lach; var ar maro e gouch otramant; mes penos e souteno un abim evel hennes en qer bêr amzer, hac o veza qen accablet gant ar c'hlénvet?

„Evit va avantach, ô va Doue, oc'h eus cuzet ouzin va heur diveza, evit m'en em dalc'hin a bepret prest. Delivrit ac'hanon eus ar glouarderse en peini e vevân. Grit ma comancin adalec'h moment-man ur vuez fervant. Goude beza e repairet va offançou ha va neglijançou tremenet, gra ma veillin hep ces-var ar mouvamanchou eus va c'halon, evit o zantifia, var va accionou evit o renta conform d'ho Lezen, var an stad eus va ene, evit ne vezin qet surprenet dre ho Tonidiguez. *Amen.*

## CCLXVI. MEDITACION.

*Parabolen ar Zervicher peini a veill.*

*Maro ur Christen fervant.* Maze. 24. 45-47.

„PIOU eo, hervez oc'h avis, ar Zervicher „fidel ha fur, peini a so bet etablisset gant „e vestr var e zomestiqet evit ma royo dezo „ebars en amzer merqet peadra d'en em vezur? „Eurus ar zervicher peini a vezo cavet gant „e vestr pa êruo, oc'h ober evelse e zever.

„ Me lavar deoc'h en guirione, rêy a ray dezàn „ ar gouarnamant eus e ol vadou. „

1. Ar C'hristen feryant en heur ar maro a so tranqil var an amzer dremenet. N'eo qet troublet dre e bec'hejou pere en eus côvessêt alies gant humilite, detestet ha goelet gant sincerite. Essêt en eus pêa evite dre ar binijen, dre an œuvrou-mad, ha dre ar baciantet, o supporti ar boaniou eus ar vuez. E feiz ebars er Zacramanchou hac en meritou J.-C., a ra dezàn tànva abaque pel-amzer ar peoc'h à gonsianç peini a gresq c'hoas pa dosta ar maro. En em examinet eo gant soign var e obligacionou, reparet en eus ar manqou en eus dizoloet. Partajet en eus e vadou gant ar beorien; bet eo humbl ha douç en qever e inferioret; implijet en eus e otorite evit renta justiç, difen an inoçant grevet, contribui da bep desseign santel, proculi mad an ol. N'en eus qet a geuz da blijadurezou ar vuez; bepret e zint bet evitàn un objet a zispriz anç ha memes a horrol. Hanaout a ra ar priz eus an amzer, mes hanaout a ra ive an danjerion eus ar vuez; ne c'houlen muy beza angajet enne, gant aon ne zortifç muyoc'h carguet eus ar bed-màn.



2. Joa ar C'hristen fidel evit an amzer brezant. Joa ebars er c'hlénvet, peini a so an tremen eus e veadh, ar fin eus e boaniou, an diveza occasion da brouvi e fidelite. Pebes douçter, pebes paciantet, pebes oboissanç, pebes resinacion; ne lavaràn qet aoüale'h, pebes joa, pebes rejouissanç! Consoli a ra ar re a ro merqou a affliccion var e stad. Pa sel ous ar Groaz, qement a zouffr a baris lijer dezàn! Eurus en em istim o velet e sempla gagotès, ervarvo hep dale, hac e vezo entêret gant Jesus suscita un delz glorius hac immortel... Joa ebars er gomunion zantel. Ne al muy mònes d'an Ilis evit receo J.-C.; J.-C. a deu dre di evit en em rêy dezàn, er c'honzoli, ep e brevàr y, hac en assuri eus an eternite eurus. Pebes joa, pebes transport, pa antre e Vestr divin! Gant pesqurt ferveur e produ ahi actou a feiz, a esperanç, a garantez, a gontriccion, a humilite hac a zezir! Qement er guel hac er c'hlêo a so touchet bete scuill daerou, a zezirfe beza en e blaç.. Erfin e c'houlen gant ardeur, hac e recco gant feiz Sacramant an Nouen, evit effaci ar rest eus e bec'hejou, dre veritou e Zalver. Pourveet eus a ol zicourtou an Ilis, leun a gonfianç en e bedennou,

n'en em occup muy nemet eus a vizéricord an Otrou-Doue hac eus an dezir d'e velet. Selaouit ar c'homzou anter-formet pere a achap digantàn; betec ebars en e ureou, en e ambren, e tisqeuz e garantez ardant, un ene leun eus an Otrou-Doue, a beini e za da jouissa. O maro precius! Labouromp evit meritout ar memes boneur.

3. Ar madou a bere ar Mestr souveren a ro ar jouissanç d'e zervicher fidel, eo er guelet e-unan faç-a-faç, en carout hep muzur, en compagnunez an Ælez hac ar Zent, evit an eternite!

O eternite eurus, ha me a el ober re, souffr re nac aoüalc'h evit ho possedi? Petra eo ar pez a c'houlennit diganén, ô va Doue, en comparêson d'ar pez a brometit dìn! Pebes motif evidòn da labourat hep relach evit va zilvidiguez! Roit dìn, ô va Zalver! ar fidelite hac ar furnez eus ar servicher eurus a beini e comzit amàn. *Amen.*



## CCLXVII. MEDITACION.

*Parabolen ar Zervicher mechant peini ne veillqet. Maro ar Pec'her.* Mazé. 24. 48-51.

„MES mar d'eo mechant ar zervicher-se, „ha mar lavar ennàn e-unan: va mestr ne „dle qet êruout qerqent, ha mar en em laqa „da sqêy e gompagnonet, da zêbri ha da eva „gant mevierien, mestr ar zervicher-se a deuyo „en dèiz ne c'horto qèt, ha d'an heur ne oar „qèt. Er separi a ray, hac e royo dezàn evit „partach da veza gant an hipocritet: eno e „vezo daerou ha grigonceres dent. „

Kt 1. Ar pèc'her en heur ar maro a so troublet dre ar memor eus an amzer dremenet. Ar billjadurezou, ar madou, an henoriou, an traou-se ol ne maint muy: an dristidiguez, an dic'hout, an anqen, ar c'hlêmou, un inquietud mortel en eus qemeret o flaç. Ar re a glasqe ar pec'her, ar re er meule, o deus enhabandonet, ne zonjont muy ennàn. Ne chom gantàn nemet e bec'hejou; ne al muy evita ar vel anezo. Diaguent e selle ar brassa crimou evel netra, o ancouàt a rê evel ma vijent cometet; mes breman, ar monstrou-se, evel

cousqet en fonç e gonsciançz, en em difun ol assambles, hac en em bresant dezàn gant o ol vileni. Cetu aze, a lavar, petra e zòn, cetu aze ar stad eus va ene, cetu aze ar stad en peini a varvàn, en peini e zàn da barissa dirac va Barner, en peini e parissìn en deiz diveza, en peini e vezìn epad an eternite!

2. *Mestr ar zervicher-se a deuyo en deiz ne c'horto qet, ha d'an heur ne oar qet.* Maleur ha dizesper an den mechant eo beza surprenet gant ar maro. O credi en evoa pel da veva, en eus abandonet ar vertu hac e zeo en em roet d'ar viç; mes ar vuez hirra n'en eo netra, pa vezer êru erfin anezi, ha peguen alies e ve diverrêt dre ar maro soubit, pa zònjer nebeuta! Ar pec'her a grede penos vardro fin e vuez e teuje un amzer en peini, dic'houtet dious ar pec'het, a cafje nebeutoc'h a zifficulte, o pratiqa ar vertu; alies en evoa merqet an termen evit se; an termen o veza deut, en eus merqet un al; grêt en eus qenalies ar memes fot, ma zeo deut ar maro, ha n'en eus muy termen ebet da esperi. Credi a rê penos da viana en heur ar maro, e vije êzet dezàn retorn ous Doue. Ar c'hontrol a êru. An necessite da guittât e blijadurezou



a ra dezàn santout peguer stag eo e galon oute. Evit an Otrou-Doue n'en eus nemet caleder, insansibilite, çassoni, ne al qet supporti ar vel eus a imach J.-C. En lec'h ar *peccavi* mad peini en evoa credet qen êzet da brononç, e galon a so leun a vlasfêmou, hac avichou memes ec'h achapont eus e c'hinou. Detesti a ra interieuramant ar re a gomz dezàn eus an Otrou-Doue, eus ar Zacramanchou. Re vias eo va fec'het, a lavar ennàn e-unan, evit esperi ar pardon. Marteze ec'h imploro mizericord an Otrou-Doue, e c'houlenno amzer, hac e ray ar c'haera promessaçou; mes ne gri evelse nemet dre un dizesper peini a so condaonet gant Doue, hac a ya da veza punisset dre boaniou an ifern. Esclav maleurus eus an drouc-sperejou, eus da oal inclinacionou, evelse eta e finisses da vuez, evit nonpas beza heuillet an avertissamant-màn: *Beillit, bezit prest, abalamour ne ouzoc'h nac an deiz, nac an heur.*

3. Ar pec'her a bour-êchu e zaonacion dre an hipocrizi. Recommandi a ra d'ar re a so oue ervzervicha, en avertissa pa grediut e veze en danjer. Ha peguen alies e zeo deut ar maro qent ma zeo bet hanavect ar risq! Mes erfin

avertissa a rêr ar c'hlànvour : respont a ra penos en em drompler, penos e zeus amzer c'hoas; gant fors en importuni, ec'h obtener ma teu ur c'hôvessour; ar c'hlanvour a gôvessa, a gomuni evit ne dremeno qet evit un den hep relijion. Contanti a ra an dud, ha ne c'houlenne qen. Mes an Otrou-Doue er zepar dious an dud-se da bere en deus deurveet plijout, en separi a ra dious ar bed-màn; separi a ra e ene dious e gorf, en barn a ra, er c'hondaon a ra. An Ilis a laqa corf ar pec'her-se etouez corfou an dud fidel; mes Doue en eus dija separet evit biqen e ene dious assamblé ar Zent. An Ilis a offr he fedennou evitàn; mes ar maleurus a so dija abimet etouez an hipocritet ebars ar flamou eternel, en pelec'h n'en eus nemet daerou ha grigoncerez dent.

O partach, ô maro deplorabl! Piou ne greno qet evitàn e-unan? Ne vevin muy, ô va Doue, ebars en ancoua eus ho Lezen, hep sònjal er maro hac en ho parnidiguez. Soutenit dre ho craç ar resolucion a guemeràn d'en em derc'hel bepret prest dre an observacion fidel eus va ol deveriou. *Amen.*



## CCLXVIII. MEDITACION.

*Parabolen ar Porzier.* Marc. 23. 33-37.

„ Bezit vâr evez; beillit ha pedit, pa ne „ ouzoc'h qet pegoulz e tle an amzer-se êruout. „ G hoarveout a ray evel gant un den peini „ o veza partiet evit ur veach, a lez e di dindan „ kundu e zervicherien, a verq da bepini ar „ pozr a dle da ober, hac a recomand d'ar por„ zier beza eveziant. „ Hor Zalver pignet en èn eo an den-se peini a so partiet; an Ilis eo èn eus lezet dindan cundu e zomestiqet, an domestiqet eo an dud fidel pere a dle labourat, hac ar porzier eo ar Bastoret pere a dle beilla. Mes pepini ac'hanomp a so ive an ilis se peini a apparchant ous an Otrou-Doue; hon ol faculteou a so evel an domestiqet pere a dle labourat evitàn. Pepini ac'hanomp a dle servichout da borzier dezàn e-unan. Eves-zomp hor sqianchou, dre bere e clasq ar maro anezen en hon ene. Sellomp an diabars eus an [illegible] da lavaret eo, ar plegou hac an displegou eus hor c'halon. Ur zouilluren, un dra peini a so re pe a vanq, pe ne màn qet en e blaç, [illegible] evit difèta ul lojamant caer. Un

elvaden a dân impur, a gassoni, a goler, un omission, ur pec'het veniel, ur c'homançamant a oal inclinacion, a oal habitud a el cundui da un distruch antier. Examinomp pep tra, reparomp pep tra, laqomp urz en pep tra.

2. *Beillit eta, rac ne ouzoc'h qet pegoulz e tle Mestr an ti éruout; pe dious an nos, pe da anter-nos, pe da gân ar c'hoq, pe d'ar mintin. Beillit eta, gant aon ne deufe en un tol hâ ne gavfe ac'hanoc'h cousqet.* Peguement en eus cavet cousqet evelse ebars er pec'het! Ar pec'het a so a bep oad; ret eo eta beilla en pep oad, evit nonpas coeza, evit nonpas chom, evit nonpas en em blijout, evit nonpas cousqet ebars er pec'het. Rac mar bec'h surprenet gant ar maro ebars er pec'het, nac ar passionou eus ar yaouanqis, nac an ambarassou eus an oad parfet, nac an infirmiteou eus an gosni ne allint excusi ac'hanoc'h. Ma noc'h eus qet beillet c'hoas eta, comancit d'en ober. Mar d'oc'h yaouanq, n'en oc'h qet re abred; hennes eo an amzer vad; mar d'oc'h cos, e zoc'h divezat, mes c'hoas oc'h eus amzer: profitit. Exemplou a dud pere o deus comancet da pep oad oc'h eus var an douar hac ebars en ên; evel ma so var an douar hac

ebars



ebars en ifern. Exemplou a dud surprenet ebars er pec'het da bep oad. En em rezolvi ar rafac'h-u da heuill ar re diveza? Ah! imitit qent ar re guenta; en gallout a rit bremàn, hep dale n'en oufac'h muy.

3. *Ar pez a lavarân deoc'h, a lavarân d'an ol: beillit.* Pepini ebars en e stad a dlé observi ar Gourc'hemennou eus ar Feiz, ar burete, ar justiç, a garantez Doue dreist pep tra, a garantez an nessa evel deomp hon-unan, hâ conservi e galon exant a bec'het; qementse ne al qet beza grêt hep attancion; an ol eta a so oblijet da veilla, qement tud ar bed evel a relijiuzet: pepini en e stad a gav difficulteou, a so expozet d'an danjer da gol ar ar c'hraç. Ar c'hig, ar bed, an drouc-speret; ar passionou diabars, objedou danjerus diavèz, pep tra a zoug d'ar pec'het; n'en eus den exant a dentacion. An ol eta a dlé beza en eves, qement ar relijiuzet evel tud ar bed. J.-C. a recommand deomp ajouti ar beden evit obteni ar c'hraç d'en em aquitta eus hon obligacionou hâ trec'hi an tentacionou.

Roit din ho carantez, ô va Jesus! neuze en em evessain gant un inqietud santel, hac e tezirin ho Tondiguez gant impaciantet. O va

Mestr qer, pegêyt em lesfot-u ebars er plaç-màn a exil hac a vizer? Guir eo ho quelàn hac ho recevàn dindan ar voal eus ar Zacramant; n'em eus qen souten, qen consolacion. Mes pegoulz ho quelìn faç-a-faç, hac ho possedìn hep gallout pelloc'h ho col? Êruout a rêy an deiz-se, marteze e zeo tost, e touchàn eus an termen eus va deziriou. Cousto pe gousto, clêmit an natur ar pez a garo, n'en em ancouaìn, n'en em neglijìn moment ebet, evit ma parissìn dirazoc'h gant confianç ha gant joa, er moment ma c'halfot ac'hanòn. *Amen.*

## CCLXIX. MEDITACION.

*Parabolen ar Roüed.* Luc. 21. 34-38.

1. „ En em dalc'hit eta var eves, gant aon „ ne deufe ho calonou da bonnerrât dre an „ excejou en debri hac en eva, dre an am„ barrassou eus ar vuez, ha ne vec'h surprenet „ en un tol gant an deiz-se; rac serri a rêy „ evel ur roüed an ol habitantet eus an douar. „ An hini a laqa e eurustet ebars er cher vad hac en plijadurezou ar c'hig, eo an den anevalse. a beini e comz S. Paul, peini ne gompren, netra ebars er pez a sel an Otrou-Doue. Ur



relijion, ur revelacion, ur vuez da zont, a so fablennou d'e avis. Ar soign da burifia ar gonscianç, da evita ar pec'het, d'en em fortifia, d'en em briva eus a guement a el displijout d'an Otrou-Doue, qementse ol a sel evel ur follentez hac ur superstician. E ene a so qig ha fanq tout. Evit nonpas coeza ebars en dallidiguez-se, tretit ho corf evel un esclav digant peini e tleit tenna servich, labour, œuvrou a binijen; n'en eo mad, n'en eo roet deoc'h nemet evit se. An hini en em livr da zourciou ar bed, da lavaret eo, d'an dezir da ober fortun ha d'en em zevel, n'en eo muy occupet gant an dezir d'en em santifia, d'en em burifia, da gresqi en graç hac en merit, da zerchel e ene exant a bec'het ha prest da barissa dirac Doue. En em gontantit eta eus ar pez oc'h eus, eus ar post en peini e zoc'h placet gant ar Brovidanç, ha rapportit pep tra da c'hloar Doue ha d'o silvidiguez.

2. *Beillit eta, ha pedit bepret, evit ma viot cavet dign da evita an ol drougou-se pere a dle êruout, ha da barissa gant confianç dirac Mab an Den.* Ar roüejou invisibl eus ar maro a so hastennet dre ol; den ne el en em viret oute, ha tizet e vezimp en amzer m'en

èm gredimp ar muyà en as;uranç. Beillit èta, ha sellit pep deiz evel an diveza eus ho puez; implijit-àn evel ma carfac'h er beza implijet, ma vije an diveza. Mar n'en eo qet, ec'h êruo sur unan, en peini n'en em dromplfot qet, peini a vezo en effet an diveza. E zoc'h dre ol dirac daoulagad ho Parner, mes n'er guelit qet; hac e bresanç invisibl ne rà qet impression varnoc'h : ma er guelfac'h, penos en em gomportfac'h-u ? Un deiz à êruo en peini e vezo ret deoc'h parissa dirazàn, da lavarat eo, beza guelet gantàn hac er guelet, renta cont dezàn eus ho puez en antier. O va Jesus, piou a allo souten ar vel ac'hanoc'h ? Piou a gredo parissa dirac ho taoulagad? Maleurus ma zòn, petra em eus grèt bete vremàn evit en em renta dign eus ho sellou favorabl?

℣. *Mes Jesus a instrue en deiz ebars en Templ, hac en nos e sortie hac en em retire var mene Olivet, hac ar bobl a yè adalec goulou deiz d'an Templ evit er zelaou.* Evel ar bobl-se, dious ar mintin, chasseomp an diegui, ha demp gant dilijanç da renta hor c'henta homajou d'an Otrou-Doue dre ar beden. Selaouomp instruccionou J.-C. ebars en orèzon; demp d'an Templ evit en em unissa gant



an dud fidel hac asista en oferen. Epad an deiz, né ancouaomp qet ar pez hon eus disqet ebars er veditacion; sonjomp a amzer da amzer er guirioneou a bere e zomp bet ar muya touchet; chomomp attantif varnomp honunan ebars en hon accionou, ha bezomp fidel en hon resolucionou. Dious an nos en em retiromp gant Jesus, rentomp cont dezàn eus hor c'hùndu, goulennomp pardon digantàn eus hor fotou, selaouomp ar rebechou tener a ray, hac an aliou saluter a royo deomp, ha goude beza goulennet e venediccion, demp da guemer hon repos ebars er resolucion ferm da implija guel an deiz varlerc'h, mar bezomp en buez.

Hac evelse en em gomportàn-me? Gouscoude peseurt ezom n'em eus-me qet da veilla varnòn va-unan, ha da implori hep-cess ho sicour, ô va Doue! Er goulen a ràn; n'en refuzit qet din, evit ma qerzin en ho presanç, ma rin va ol accionou dious beza presantet d'o Tribunal, ma sonjin en qement a rin, plijout deoc'h evel d'am Barner, d'am Roue, d'am Zalver, d'am Doue. *Amen.*

## CCLXX. MEDITACION.

*Parabolen an dec Guerc'hez.* Maze. 25. 1-13.

1. « Neuzé Rouantelez an Ên a vezo hànval » ous dec Guerc'hez pere, o veza qemeret o » lamprou, a zortias evit mont var benn-hent » d'an daou bried. Pemp anezo a oa fol, ha » pemp a oa fur. Ar pemp fol, o veza qemeret » o lamprou, ne guemerjont qet a heol. Ar re » fur er c'hontrol a guemeras heol ebars en o » boutaillou gant o lamprou. « An daou Bried eo J.-C. hac e Ilis; ar zal eo an ên, ar banqet eo ar bossession eus an Otrou-Doue, hac an dec Guerc'hez eo an ol Gristenien galvet d'ar banqet eternel. Al lamprou alum a zinifi ar feiz pur ha sincer; ar Guerc'hezet fol a represant ar bec'herien, hac ar re fur, an dud just. Ar bourvision a heol a ras ar Guerc'hezet fur, a represant an œuvrou mad eus an dud just; ar manq eus ar memes precocion ebars er Guerc'hezet fol, a zinifi ar manq a œuvrou mad ebars er bec'herien. Pedennou, meditacionou, examen a gonsciañç, pinijennou, assiduite o tostât ous ar Zacramanchou, oc'h asista en offiçou, modesti, pellât dious an occasionou



memes lijera eus ar pec'het, attancion var brezañç Doue, dezir d'en hanaout ha d'en carout bepret muyoc'h-muy, cetu a betra an dud just en em occup hep-ces. Ar bec'herien ne guemeront qet ar memes precocionou, ne gredont qet e vent necesser, alies e reont goab eus an dud just ha fervant. Ar sùit eus ar barabolen a dle o distrompla hac o renta furoc'h.

2. *Evel ma talee ar pried da êruout, e vorgousqjont ol hac e cousqjont. Mes da anternos e voe clévet crial: Cetu êru ar Pried: it var benn-hent dezàn. Neuze ar Guerc'hezet ol a savas hac a breparas o lamprou. Mes ar re fol a lavaras d'ar re fur: roit deomp eus oc'h heol, rac hor lamprou a ya da vervel. Ar re fur a respontas dezo: gant aon ne ve qet aoüalc'h evidomp hac evidoc'h, ît qent da gaout ar re a verz, ha prenit. Mes qéyta ma zent da brena, ar pried a deuas, hac ar re a oa prest a antreas gantàn ebars en sal an zuret, hac e voe serret an nor.* Ar pried a zaleas da êruout, qementse a ras maleur ar Guerc'hezet fol. Ma vije êruet en comançamant an nos, e voa alum o lamprou, e voant disposet d'en diguemer. Ma vije deut ar maro deoc'h goude ar gôvession, ar gomunion vad o poa

grêt, oc'h ene a oa prest, ha memes leun a ferveur. Mes squizet oc'h o c'hortoz, en em relachet oc'h bete coeza ha chom memes ebars er pec'hejou pere ho poa detestet. Cetu aze ar follentez.... Ar pried a êru, qayta ma zeo cousqet an ol, da anter-nos. Surpren agreabl evit ar Guerc'hezet fur pere a so prest, mes dizesperus evit ar Guerc'hezet fol pere n'en int qet preparet. Pebes dizesper evit ar bec'herien surprenet gant ar maro en stad a bec'het! Petra a vezo o c'honfusion en deiz eus ar Resurreccion Jeneral! Penos parissa dirac ar pried? Petra da ober, pelec'h mont, da biou en em adressi? An dud just leun a veritou en em bresant gant joa. Roit deomp lod eus ho meritou, a lavarer dezo; mes ar meritou n'en em roont qet, pepini a receo hervez e œuvrou. Ah! perac n'em eus me grêt eveldoc'h, ô Sent eurus! Qen êzet e voa din oc'h imita! Pelec'h e màn ar zuliou-se en pere e zòn bet avertisset? An deiziou-ze em eus collet en divertissamanchou vên, pe o contanti va fassionou? O amzer brecius! Ah! n'en oc'h muy!.. Ar pried a êru, hac ar re a so prest a antre gantàn. Redit, Guerc'hezet fol, ît da ober preparacionou inutil. Goelit, pec'herien,



crit, en em dizesperit. Epad ar vuez, n'en eus bet capabl netra da douch ho calonou, d'o renta fur; clasqit moyenou da repari ho follentez; mes qêyta ma clasqit, ar pried a so iremenet, a so antreet, hac an nor a so serret. Finisset eo ar vuez; n'en eus muy a amzer da ober pinijon, ne n'eus muy a vizericord. Credi a reomp ar gunhongou-mà disqet deomp gant J.-C. dre un imach der sansibl; col a rimp-ni c'hoas an amzer an divertissamanchou pe oc'h offanci Doue, en lec'h en implija d'en em brepari?

*3. Enfin, ar Guerc'hezet al a deuas ive hag a lavaras: Otrou, digorit deomp.* Ar Guerc'hezet fol, o veza grêt o fourvizion, en em brezant ous dor ar sal, peini a gavjont serret. Sqêv ha grial a reont, mes den na zigor dezo. Petra a vezo an dezir eternel eus ar gristenien daonet, gant peseurt ardeur en em zouguint etreze an êu, en pelec'h e yoe zint e màn ar mad souveren, ha peini a velint bepret serret evite! Otrou, Otrou, a lavarint, digorit ar porziou houarn-màn pere a zalc'h ac hanomp ebars er c'hachodou ardant. Digorit ar Porziou Celestiel, ha roit deomp antren ebars en demeurans eus ho cloar, da beini e conviit ac hanomp; digorit deomp da viana

dorojou ar vuez, evit m'en em gomportimp gant muy a furnez, ha ma veritimp ar pardon. Deziriou inutil, pere gouscoude a vezo bepret en calonou an dud daonet, hac a rêy al lod cruella eus o zuppliç eternel. Ah! bremàn eo deomp crial : Otrou, Otrou, digorit deomp an nor eus ar c'hraç, eus ar vizericord, eus ar baciantet; bremàn eo deomp digueri d'an Otrou-Doue an nor eus hor c halonou.

4. *Mes èn a respontas dezo : En guirione, m'en lavar deoc'h, ne hanavèzàn qet ac'hanoc'h.* O comzou terrubl, peseurt dizesper a laqfot ebars en calon ur C'hristen, ur C'hatoliq, ur Relijiuz, ùr Bêleg, un ene en ur guir, peini en evoa bet ur gomançamant vad, qement a vomentchou mad, peini a oa bet ur certen amzer qer fervant, mes peini en eus bet ar maleur da chench ha d'en em lezel da veza surprenet gant ar maro. Evit ur moment a neglijanç, evit ur pec'het peini n'en eo qet bet effacet, e vezer collet evit biqen! O moment terrubl! piou n'en devezo qet aon, piou ne vezo qet var eves?

*Beillit eta, abalamour ne ouzoc'h nac an deiz nac an heur.* Peguen alies, ô va Jesus, en peguen lies a fêçon oc'h eus roet deomp



an avertissamant-se! Compren a ràn dre eno peguen important eo. Fremissa a ràn evit va follenteziou tremenet; ho trugarecât a rân, abalamour noc'h eus qet va c'hemeret ebars er moment maleurus en peini e zeus bet surprenet qement a real. Hac em beffe çant vloas da veva, o implichfen ol d'en em brepari d'ar maro. Soutenit dre ho craç ar resolucion-se peini a inspirit dìn. *Amen.*

## CCLXXI. MEDITACION.

*Parabolen an Talanchou.* Maze. 25. 14-30.

Hac evel un den peini, o partia evit ,, ur veach hir, a c'halvas e zervicherien, hac ,, a laqas e vadou entre o daouarn. Rêy a eure ,, pemp talant da unan, daou da un al, unan ,, da un drede, da bepini hervez e gapacite. ,, An Otrou-Doue a zistribu e zonêzonou hervez e furnez hac an desseignou en eus var bepini ac'hanomp. An hini en eus muy ne dle qet dispriſout an hini en eus nebeutoc'h. An hini en eus nebeut a el beza muyoc'h soignus ha muyoc'h fidel, ha n'en devezo qet ur gont qer bras da renta. Ol eta e tleomp trugarecât hor Mestr, en carout, profita guella mac'h

allomp eus e vadoberou, o implija evit e c'hloar hac ar mad jeneral eus an Ilis.

2. *Ha qerqent e partias. An hini en devoa recevet pemp talant, a yas, o laqas da brofita, hac a c'honeas pemp al. Ar memes tra an hini en devoa recevet daou a c'honeas daou al. Pel amzer goude mestr ar zervicherien-se a retornas, hac ras dezo renta cont. An hini en evoa recevet pemp talant, o tostât, a bresantas dezàn pemp al, en ur lavarat : Otrou, roet oc'h eus dìn pemp talant, cetu aze pemp al pere em eus goneet. An hini en evoa recevet daou dalant a deuas neuze, hac a lavaras : Otrou, roet oc'h eus dìn daou dalant, cetu aze daou ouspen pere em eus goneet.* An daou zervicher-se o devoa labouret pront. Adalec ar yaouanqis e tleer en em gonsacri d'an Otrou-Doue, ha labourat evitàn hepqen. Ar mestr a voe pel hep retorn, mes an daou zervicher a guntinuas da labourat gant fidelite, gant constanç ha perseveranç. Peguement a gomanç erfat, en em zouten ur certen amzer; mes peguement o deus bevet re bel, o deus erfin collet o ene ha desolet an Ilis! An daou zervicher a deu a benn da zoubla ar som o deus recevet. En em



examinomp var an exempl-se, reparomp an amzer dremenet, ha labouromp guel en amzer da zont. Eneou sovêtet eus an ifern, purifiet eus ar pec'het, instruet, touchet, edifiet; viçou combattet ha disc'hrisiennet, ar feiz, otorite an Ilis respetet ha difennet; œuvrou a zevocion, a drugarez, a binijen, cetu aze petra a bresanto ar zervicherien fidel. Evidon, allas! Petra am bezo da bresanti? Erfin, an daou zervicher a hanav penos an talanchou o deus goneet evel ar re o devoa recevet, a apparchant d'ar Mestr. An humilite eo ar fondamant eus a bep vertu. An hini ne hanav qet penos qement en eus, qement a ra a vad a deu digant Doue hac a apparchant outàn, n'en eus qen vertu nemet un orgouill daonabl, na qen confiañç nemet ur fos presompcion.

3. *E vestr a lavaras dezàn : courach, servicher mad ha fidel! Abalamour ma zoc'h bet fidel var un nebeut traou, me a etablisso ac'hanoc'h var galz; antreit ebars en joa oc'h Otrou.* Ar bromessa-se a sel ar vuez bresant hac ar vuez da zont. Ebars er vuez bresant, an hini a ra uzach vad eus ar c'henta graçou, a receo graçou brassoc'h; hac ebars er vuez da zont pepini a vezo recompancet dious e

labour, ha bepret en ur fêçon ma vezo ar recompanç infinimant dreist d'al labour.

4. *Mes an hini n'en evoa recevet nemet unan, a yas da ober un toul ebars en douar, hac a guzas arc'hant e vestr.* Ar zervicher se a represant ar re ne reont qet an ol vad a alfent, hac e zint oblijet da ober hervez o c'hapacite hac o stat. *An hini n'en devoa recevet nemet un talant, a dostaas ive hac a lavaras: Otrou, gouzout a rân penos e zoc'h un den rigorius, penos e vedit el lec'h noc'h eus qet hadet, hac e testumit el lec'h n'oc'h eus laqet netra. Abalamour da se, evel ma toujen, em eus cuzet ho talant ebars en douar; cetu-àn amàn, renta a ràn deoc'h arpez a so deoc'h. E vestr a respontas dezàn: Servicher mechant ha diegus, gouzout a rec'h penos e vedàn el lec'h n'em eus qet hadet, hac e testumàn el lec'h n'em eus laqet netra; tleout a rec'h eta réy va arc'hant d'ar chencherien, evit pa retornjen, ec'h aljen tenna va frincipal gant an interest.* Escus ar zervicher lach-se a oa ur rêzon a gondaonacion en e enep. Gouscoude ar bec'herien en em zervich c'hoas eus ar memes rêzon. Ar zilvidiguez, a lavaront, a so un affer qer difficil; tleout



a rent eta en em appliqa d'an affer-se. An nombr eus ar re zalvet a so bian; tleout a rent eta heuill an nombr bian, ha nonpas ar foul. Ar bed a so corrompet ha trompler; tleout a rent eta pellât dious ar bed, pe barissa ennàn dre necessite hepqen ha gant pep seurt precocion. Ar maro, ar jujamant, an ifern, an eternite, a so guirioneou terrubl; ret e oa eta sonjal enne evit brida ar passionou, ha nonpas pellât ar memor anezo, evit en em brecipita evel tud dal ebars er maleur eternel.

5. *Lamit eta digantàn an talant en eus, ha roit-àn d'an hini en eus dec. Rac roet e vezo d'an hini en eus, hac e vezo ebars en abondanç; mes an hini n'en eus qet, a vezo lamet digantàn ar pez a zeblant en eus. Tolit ar zervicher mechant ebars en devalijen exterior; eno e vezo daërou ha grigoncerez dent.* Qenta punicion ar bec'herien en jujamant an Otrou-Doue, a vezo en em velet condaonet dre o rêzoniou o-unan; an eil, guelet e zeo bet lamet digante ha roet da real ar graçou a bere ne brofitent qet; an drede, en em velet condaonet hep appel ha dre o fot, da zouffr eternelamant an ol rigor eus a justiç

Doue. Cetu aze ar guitilioneou terrubl en eus revelet deomp hor Mestr divin, dre barabolennou, evit o renta muyoc'h sansibl ha muyoc'h familier. *Daerou ha grigoncerez dent;* poezomp erfât ar c'homzou-se à bere en em zervich qen-alies hor Zalver evit exprima dizesper an dud daonet.

O vâ Mestr souveren, mar trêtit evelse ar zervicher peini n'en devoa receveet nemet un talant, evit nonpas beza profitet anezân, penos e vezin trêtet, me peini em eus receveet qement a dalanchou, hac em eus abuset anezo ol, hac em eus e memes implijet enep deoc'h? O Doue a vadelez, ho pezit truez ouzin qent an deiz terrubl-se en peini ec'h anttefot en cont ganen. Ne lamit qet diganen an donêzonou pere a veriten da gol. Gant ho craç e zân da ober guel uzach anezo; e zân da labourat evit va zilvidiguez gant humilite, gant courach ha perseverânç. *Amen.*

## CCLXXII. MEDITACION.

*Ar Varn Jeneral.* Maze. 25. 31-45.

1. „ PA deuyo Mab an den ebars en e vajesté „ hac e ol Ælez gantân, neuze ec'h azeo var „ an trôn eus e c'hloar. „ Piou a ouffe en em represanti ar Vajeste a J.-C. o tisqen eus an ên visiblamant hac evel ma màn en tu deo d'e Dad? Piou a allo souten an eclat eus e brezanç? An ol Ælez eus ar barados a-ray compagnounez dezân evel e zujedi, evel e Vinistret, prest da accomplissa qement a ordrejo dezo. Gedeon en em gredas maro evit beza guelet un Æl. Dre ar vel eus un Æl, ar goardou a-raog hor Zalver a goezas evel maro. Pesaur espont eta ne inspiro qet an nombr innombrabl a Spered jou celestiel pere a vezo en dro dio Roué! Petra a vezo c'hoas an eclat eus e Drôn? Ar goabren ar muya brillant, goarecat ar-glô pa baro ar muya manifiq, n'en inf memet un imach diwar eus ar pez a velimp neuze. Ah! ma ve ar zonjeson eus ur spectacl qer bras ha qer terrubl bepret presant d'hor spered jou, e servichfemp J.-C. gant muy a ferveur. Pa er guelomp dindan ar speçou eus ar Zacramant, hac azeet var an trôn eus a vizericord, en em daleh'femp en e brezanç gant muy a attencion hac a respet, hac e veritfemp er guelet gant muy a gonfiânç en deiz diveza var an Trôn eus e justiç.



„ *Hac an ol nacionou a vezo assamblet*

*dirazàn, hac e tispartio an dud an eil dious eguile, evel ma tisparti ur pastor an dénved dious ar bouc'het; hac e plaço an dénved en tu deo dezàn, hac ar bouc'het en tu clêy.* N'en em arêtomp qet da c'houlen penos ec'h allo an ol nacionou en em gaout assambles : an hini en eus crouet an dud ol ha reglet ar succession anezo hervez an urz eus ar sieclou, n'en devezo qet muy a boan ous o assambli ol en ur memes moment. Ia, parissa a rimp, parissa a ray an ol, hac ar sclêrijen infinit eus an Otrou-Doue a ray hanaout d'an ol petra a vezo pepini. Pebes gloar evit darn, pebes confusion evit darn all! Ah! pelec'h e zin-me, ô va Doue; pelec'h en em guzin-me? Ho mizericord hac ar binijen, n'em eus qen moyen, ô va Doue, d'en em viret dious ar confusion eus an deiz terrublse, évit en em gaout en tu deo gant an dénved, ha nonpas en tu clêy gant ar bouc'het. Ar merit hepqen, da lavaret eo, ar stad a c'hraç pe ar stad a bec'het a ray an differanç. Ha ne vezo qet laqet en un tu ar pennou curunet, an noblanç, an dud pinvidiq hac an dud habil, hac en tu al ar roturierien, ar beorien hac an dud ignorant? Nan. Ha ne vezo qet en un tu ar relijiuzet hac ar vêleyen, ha tud ar





bed, hac an dud liq en tu al? Nan. Placet e vezo en un tu an dénved, da lavaret eo, an dud a vezo marvet en stad a c'hraç; hac en tu al ar bouc'het, da lavaret eo, ar re a vezo marvet en drouc-c'hraç an Otrou-Doue, n'en eus fors en peseurt renq hac en peseurt stad e vent bet ebars er bed-màn. Ezac'h, graguez, pe c'houi a vezo unisset, pe c'houi a vezo dispartiet? Breudeur, c'hoarezet, qerent, mignonet, c'houi pere en em gav en ur memes paros, en ur memes ti, pe c'houi a vezo en ur memes tud, pe c'houi a vezo separet? Eneou just, eus an ol vroyou, eus an ol sieclou, c'houi a vezo unisset en tu deo. Evidòn, gant piou en em gavin-me?

3. *Neuze ar Roue a lavaro d'ar re a vezo en tu deo dezàn : Deut, tud beniguet gant va Zad, possedit ar Rouantelez peini a so preparet deoc'h abaoue comançamant ar bed.* N'en eus qet ezom da c'houlen peseurt Roue; n'en eus muy nemet unan. Ar Roue-se qer nebent doujet er bed-màn, a vezo clêvet neuze: ha gant peseurt attancion, gant peseurt santimanchou differant e vezo selaouet? Piou a ouffe compren peguer consolant e vezo évit an dud just ar c'homzou a adreso dezo? An

dud vechant a glêvo ive ar c'homzou tener-se; hanaout a rint petra o devezo collet, guelet a rint ar re a vezo laqet en possession eus a Rouantelez an Ên, hac evit petra, ar vel a guementse a gomanço o ifern hac o dizesper.

4. *Rac bet em eus naon, hac oc'h eus roet din da zébri; sec'het, hac oc'h eus roet din da eva; ne ouien pelec'h loja, hac oc'h eus va diguemeret ebars en ho ti; e voan en noas, hac oc'h eus va guisqet; clàn, hac oc'h eus va asistet; e voan er prizon, hac e zoc'h deut d'am bisita.* An ol vertuziou a vezo recompancet hep douetanç deiz ar Varn hac epad an eternite; mes hor Zalver a veul en particulier an œuvrou a drugare, evit ober deomp santout peguement e tezir e vemp fidel da bratiqa an œuvrou-se. Ha mar d'eo an œuvrou corporel a drugare eus ur priz qen huel, petra a vezo an œuvrou spirituel grêt dre ar memes speret a garantiez! Profitomp eta eus a guement occasion en em bresanto deomp da exerci an œuvrou a vizericord.

5. *Neuze an dud just a responto dezàn: Pegoulz hon eus guelet ac'hanoc'h o caout naon, hac hon eus roet deoc'h da zébri; se-c'het, hac hon eus roet deoc'h da eva? Pegoulz*



*hon eus guelet ac'hanoc'h ermès, hac hon eus ho lojet; en noas, hac hon eus ho quisqet; clàn pe er prizon, hac hon eus ho pizitet? Ar Roue a responto dezo: En lavarat à ràn deoc'h en guirione: qenlies guech m'oc'h eus grêt an traou-se d'an distera eus va breudeur, oc'h eus-e grêt din va-unan.* Qementmàn a zisq deomp penos meritou an dud just en em gavo calz brassoc'h ebars er bed-al eguet n'o devoa credet o-unan ebars er bed-man; penos ar meritou-se a denn o friz hac o excellanç eus an union en eus contractet J.-C. gantoomp, dre beini e zeo hor Chef ha ni e vemprou; an union-se qer parfet a dremen ar pez a allomp da lavarat ha da gompren. Breudeur e zomp d'ar Roue-se qer bras, ha sellet a ra evel grêt dezàn e-unàn ar pez a reomp d'ar real, hac ar real deomp. En e-unan a assur deomp ar virione-se dre zermant.

6. *Neuze e lavaro d'ar re a vezo en tu clèy: it, tud milliguet, pel diouzin, d'an tân eternel, peini a so bet preparet evit an diaoul hac e velez.* Pebes tol foultr! An dud just memes ne vezint-y qet spontet ous er c'hlevet? A beseurt horrol eta ne vezo qet sezisset an dud vechant? Bezà chasset à bresanç Roue

an ol Rouane, a brezanç Doue, a brezanç Salver ar bed! Beza carguet a vallos an Otrou-Doue, hac an ol grouadurien! Beza condaonet d'an tân eternel, preparet evit an drouc-ælez. *Rac bet am eus naon, ha noc'h eus qet roet dìn da zébri; sec'het, ha noc'h eus qet roet dìn da eva; bet òn estranjour, ha noc'h eus qet va lojet; en noas, ha n'oc'h eus qet va guisqet; clàn ha prizonier, ha noc'h eus qet va bizitet.* Ar galeder ous ezomou an nessa, an neglijanç d'er c'honsoli ha d'er zicour, a so eta ur c'hrim bras! Petra a vezo beza en tromplet, er paourêt, en divisqet, er c'halomniet, en afflijet, er goal-drêtet? Usuillezez iffam, desseignou barbar, injustiçou cruel, qer comun sioüas! A beseurt dizesper ne vezint-y qet cos?

7. *Neuze e respontint ive dezàn: Otrou, pegoulz hon eus guelet ac'hanoc'h o caout naon, sec'het, estranjour, en noas, clàn pe er prizon, ha n'on eus qet asistet ac'hanoc'h? Neuze e responto dezo, en ur lavarat: En guirione, me lavar deoc'h: qenlies guech m'oc'h eus manqet da ober an traou-se d'an distera eus va breudeur, oc'h eus manqet d'o ober dìn va-unan.* Qement-màn a zisq deomp



pènos unan eus a boanicu ar bec'herien, a vezo guelet en renq ar Zent ar re o devezo disprizet, da bere o devezo refuset o asistanç. Penos ar pec'hejou enep d'an nessa a denn o grevustet eus an union a J.-C. gant an dud. Ret eo lavarat ar memes tra eus ar pec'hejou al, nonpas hepqen enep d'an Otrou-Doue, enep d'ar Relijion, d'ar Zacramanchou, mes c'hoas enep deomp hon-unan dre an intamperanç, an impurete hac an excejou al. Peguer souezet e vezo an dud condaonet, pa velint penos o c'hrimou a attaqe a guer tost ar personach propr eus o Roue, eus o Barner! Ar pez en eus grêt da S. Paul lavarat penos an hini en em abandon d'an impurete, a deu da brofani memprou J.-C. hac un Templ d'ar Speret-Santel. Comprenomp erfat ar virione-se.

O va Zalver, peini a zeparo un deiz en ur fêçon visibl, an dud choazet dious an dud vechant, separit ac'hanòn adalec bremàn, dre ho craç, dious ar re ne veritont nemet ho colèr. Grit dìn douji ho parnidiguez, evit ma tioüallìn ous ar rigor anezi. Alumit em c'halon an tân eus ho carantez, evit ma veritìn beza caret ganeoc'h. *Amen.*

## CCLXXIII. MEDITACION.

*Effejou eus ar Varn diveza.* Maze. 25-46.

1. « Hac ar re-man a yêl d'ar suppliç » eternel. « Ar gomz-se a gompren tout. N'en eus muy evite nemet ur suppliç eternel peini a respont ous ar justiç infinit eus an Otrou-Doue. Pep tra a so suppliç evite : ar plaç, an tân, ar gompagnunez, an amzer dremenet, an amzer bresant hac an amzer da zont, o c'horf hac o ene, an êu, ar Zent, Doue e-unan. Suppliç hep consolacion, hep interrupcion, hep diminucion, hep fin. Suppliç evit qement o devezo refuset credi da gomzou Doue, pe oboissa d'e C'hourc'hemennou ebars en ol jeneracionou. Ah! peguen epouvantabl e vezo an nombr eus ar re a goezo ebars er plaç-se a suppliç! Ne aller qet sonjal hep horrol er suppliç eternel; petra a vezo er guelet en anduri? Mizericord, ô va Doue! ho pezit truez ouzin, sovetait ac'hanon; falvezout a ra din ho servicha gant fidelite.

2. *Mes an dud just a yêl d'ar vuez eternel.* Ar gomz-se a gompren tout. Buez en Doue, buez gant Doue, buez eus an hini a so ar zourtcn eus an ol deliçou, eus an ol curustet, peini a so souveren hac infinit dreizàn e-unan. Pep tra a so curustet evite : ar plaç, ar gompagnunez, an amzer dremenet, an amzer bresant hac an amzet da zont, o c'horf hac o enç, an dud daonet, an ifern, o Zalver, o Doue. Buez pur, hep poan, hep aon, hep fin. Buez evit qement o devezo conservet ar feiz hac observet, Lezen Doue ebars er suit demeus an ol sieclou. Petra a vezo an nombr eus ar re a yêl d'ar vuez eternel! En comparêzon d'an dud daonet, an dud salvet a so an nacion zantel, ar bobl choazet, an nombr bian; ries an nombr-se ennàn e-unan a so inombrabl, composet eus a vir vugale Abraham, pere a aller da gomparaji ous ar zabl en em gav en bordou hac en fonç ar mor, ous ar stered eus ar firmamant. Labouromp gant courach ha gant confiançe evit beza eus an nombr-se.

3. Stad ar re choazet, ha stad ar re gollet a vezo arêtet evit an eternite : suppliç eternel, buez eternel. Ne vezo muy a chenchamant hac eu droug nac en mad. Evit an eternite! O pebes comz! Beza malcurus evit biqen! Beza curus evit biqen! Cetu aze ar pez a dle souten hor ferveur, hor paciantet, respont ous inspira-

manchou an drouc-speret. Penos, a lavar deomp, en em renonç bepret, en em gombati bepret, souffr bepret! An trompler milliguet! Henvel a ra bepret ar vuez a dremenomp var an douar, ar vuez-se qer bêr. Petra eo ar vuez-se en comparêzon d'ar pez ma zeo padet hac a bado c'hoas ar bed? Ha petra a vezo an ol amzer ma vezo padet ar bed, en comparêzon d'an eternite-se a boaniou pe a zeliçou, peini ne fiuisso birviqen?

O Doue eternel, ouzoc'h hepqen ec'h apparchant an eternite, ouzoc'h hepqen e tere rêy an eternite, hac an eternite hepqen. Ur recompanç peini ne ve qet eternel, ne respontfe qet ous ho madelez infinit; ur boan peini ne ve qet eternel, ne respontfe qet eus ho chustiç infinit. Ur recompanç peini a dlefe finissa, ne c'honefe qet hor c'halon; ur boan peini a dlefe finissa, ne arêtfe qet ac'hanomp. Mes çavet oc'h eus ebars en oc'h eternite peadra d'hor zoumeti, da ober deomp ho touja, oc'h adori, ho servicha, ho carout. Rac piou ne garo qet un Doue qer bras, qer galloudus, qer just, qer manifiq, un Doue qer mad, peini ne ra deomp hanaout ar rigor eus e bunicionou nemet evit ober deomp



o evita, ha meritout suroc'h a se an immansite eus e recompançou? *Amen.*

## CCLXXIV. MEDITACION.

*Disposicionou a galon en pere e voa ar Judevien.* Yan. 12. 37-50.

1. „ Mes goude qement a viraclou en evoa „grêt (Jesus) dirac o daoulagad, ne gredent „qet ennàn, evit ma vije accomplisset ar „gomz-màn eus a Isaï: Otrou, piou en eus „roet feiz d'ar pez hon eus bet clêvet o lavarat? „ha gant piou e zeo bet hanaveet brec'h an „Otrou? Abalamour da ze ne allent qet cre„di, hervez ar pez en eus lavaret c'hoas Isaï: „dallet o deus o daoulagad, ha caledet o „c'halon, evit ne vèlint qet gant o daoulagad, „ha ne gomprenint qet a galon, n'en em „gonvertissint qet, ha n'o guellàin qet. Isaï a „lavaras an traou-se, o velet e c'hloar, hac o „comz anezàn. (Eus ar Messi). „ Dallidiguez ar Judevien o veza bet anoncet, a so ur breuven eus a zivinite ar Relijion. An Ebestel hac ar Brofetet o deus hanaveet penos ar goal disposicion-se a so ur bunicion eus an Otrou-Doue. Un exempl qer deplorabl a so bet heuillet

en pep amzer, hac ar Judevien n'o deus c'hoas bremàn nemet re a imitatoret. Ar preuvennou eus a zivinite ar Gristeniach, hac a virione an Ilis Catholiq a so qer patant ha ma el dezirout ur galon sincer. Ha gouscoude an impiete hac an errol a zalc'h c'hoas un infinite a dud var bere ar sansipla sclêrijen ne ra impression ebet. Pedomp evit an dud maleurusse, roomp exempl vad dezo, exhortomp-e gant furnez, ha goulennomp ar sclêrijen divin, evit ne goezimp qet er memes dallidiguez.

2. *Gouscoude è voe calz, memes entre ar Cheffou eus an Nacion, pere a gredas; mès abalamour d'ar Pharisianet n'en em disclêryent qet, gant aon da veza chasseet eus ar Sinagog; rac muy e qarent ar gloar à deu digant an dud, eguet gloar an Otrou-Doue.* Beza a so c'hoas calz pere ma credfent, en em grafe christenien, a zistrofe d'an Ilis Catholiq, a observfe Lezen an Otrou-Doue, en em gonsacrfe d'an devocion. Ar pez a ra hor maleur evel hini ar Judevien, eo ar respet humen. Ar pez a zoujo hac a gare ar Judevien eo ar pez a zoujomp hac a garomp hon-unan. Preferi a rent ha preferi a reomp evelte estim hac approbacion an dud, da estim ha da approbacion



an Otrou-Doue. Êruout a ray un deiz peini a reformo an ol jujamanchou. Neuze ar pez a vezo bet estimet hac approuvet gant Doue, a vezo estimet hac approuvet gant an ol grouadurien rêzonabl. Gloar an Otrou-Doue a vezo ar gloar uniq ebars en deiz bras-se; gloar an dud a vezo disprizet ha detestet. Choaz, ô va ene, mes choaz ar pez a denno varnout un approbacion universel epad an eternite.

3. *Mes Jesus a zavas e voez hac a lavaras: An hini a gred ennòn, n'eo qet ennòn e cred, mes en hini en eus va digacet. Hac an hini a vel ac'hanòn, a vel an hini en eus va digacet. Deut òn er bed evit beza ar sclêrijen eus ar bed, evit ne chomo qet ebars en devalijen an hini a gred ennòn. Ha mar selaou unan benac va c'homzou hep o laqat en pratiq, n'en eo qet me en barn; rac n'en òn qet deut evit barn ar bed, mes evit er zovetât. An hini a zispriz ac'hanòn ha ne receo qet va c'homzou, en eus ur Barner peini er c'hondaono; ar c'homzou am eus anoncet, en barno d'an deiz diveza. Rac n'em eus qet comzet ac'hanòn va-unan; mes va Zad peini en eus va digacet, en eus ordrenet din én e-unan ar pez am eus da lavarat, hac a betra em*

*eus da gomz. Ha gouzout a ràn penos ar pez en eus ordrenet eo ar vuez eternel. An traou eta pere a lavaràn, a lavaràn evel ma zint bet lavaret din gant va Zad.* J.-C. a instru ac'hanomp amàn var e Zivinite, var ar fin evit peini e zeo deut er bed, var ar Varn Jeneral, var an Divinite hac ar frouez eus e Zoctrin, hac ar frouez-se eo ar vuez eternel. Objet uniq dign demeus hon attancion, hon deziriou, hon effortchou.

O Jesus, grit clêvet ho moez en fonç va c'halon; tomit-àn, tenerait-àn evit ma tisprizin traou an douar, evit ne garin nemedoc'h, ne heuillin nemedoc'h, ne zezirin nemet ar boneur d'o possedi ebars er vuez eternel. *Amen.*

## CCLXXV. MEDITACION.

*Jesus a anonç e Bassion d'e Ebestel. Conseill ar Judevien enep da Jesus.* Maze. 26. 1-5. Marc. 14. 1-2. Luc. 22. 1-2.

1. „Jesus o veza êchuet an discours-se, a „ lavaras dezo : gouzout a rit penos goude „ daou deiz e vezo celebret ar Pasq, hac e vezo „ livret Mab an Den evit beza crucifiet. „ Jesus en devoa dija anoncet alies e Bassion. Mes



ar pez a so admirabl amàn, eo ar certenite gant peini e tisclêry ar speç eus e varo, peini a vezo var ar Groas, an amzer just, goude daou devez, ar fêçon e vezo livret. Ar peza so admiraploc'h c'hoas, eo an dranqilite gant peini ec'h anonç un dra qer terrubl ha qer tost. Mes ar pez a so admirabl dreist pep tra, eo an union-se demeus e varo gant ar Pasq, evit ober deomp compren penos e zeo en ar guir Basq, penos an imolacion eus an Oan Pascal ne oa nemet un imach demeus e zacrifiç, ha penos an dêbri a rêt eus ar memes Oan a reprezante ar banqet en peini e tleye rêy deomp e Gorf da zêbri hac e Oad da eva... Da houël Pasq e tleye J.-C. beza trahisset ha livret evit beza crucifiet. Ha n'en eo qet epad ar gouëliou zantel-se e nevezaer c'hoas traitourach Judas, hac ar Judevien dre ar brofanacion eus a Gorf hac a Oad J.-C.? Huanadomp var ur c'hrim qer bras, ha dioüallomp ne deufemp biqen d'en cometi. Goulennomp ous Jesus ar c'hrac'h da vedita e Bassion gant feiz, respet, carantez hac anaoudegnez vad.

2. *Gouël ar baraou hep gouëll, hanvet ar Pasq, a oa tost, ne oa muy nemet daou devez; ha Princet ar Véleyen, ar re Ancien eus ar*

*bobl, gant ar Scribet, en em assamblas ebars e sal ar Bêleg-Bras, hanvet Caiph.* En em assamblit eta, Bêleyen ha Pontifet, Doctoret, Officerien, consultit ar pez a blijo ganeoc'h; goude maro Jesus, e Zisqibien ignorant, hep madou, hep otorite, a attaqo ac'hanoc'h dre o c'homzou, a drec'ho, a zistrujo ac'hanoc'h, hac a vezo en ho plaç ar Mestrou hac an Doctoret, nonpas hepqen eus ar Judevien, mes eus an ol Nacionou. Cetu aze petra en ens grêt an Ilis er c'homançamant dre ar buisvanç a J.-C.; dre ar memes moyen e trec'ho c'hoas bremàn he adversourien, pere a implich o ol artifiçou hac o ol furor evit he distruja.

3. *Hac e talc'hjont conseill evit caout ar voyen da guemer Jesus dre zurpren ha d'en laqat d'ar maro.* N'o pezit qet aon, Judevien barbar, Jesus a vezo livret entre ho taouarn; êru eo an heur merqet gant e Dad, acceptet gantàn dre garantez evit an dud. Mes n'en em c'hlorifiit qet : ar memes Jesus peini e zit da laqat d'ar maro dre ar brassa crim a ouffe beza cometet, en eus prononcet dirac faç an ên hac an douar, an arêt eus ho condaonacion evit ar bed-màn hac evit ar bed-al. Ah! ma vouife ar bec'herien en creis o c'homplodou criminel,



criminel, an pez a dremen ebars en conseillou ag Otrou-Doue, ma hanavefent an drougou a so ous o gortos ebars er vuez-màn, ma rafent reflecçion var an arêt peini o c'hondaono d'an tân eternel, e sclasfe o goad ebars en o goazion, e quittafent pront hent ar c'hrim evit antren ebars en hent ar binijen.

4. *Mes aon o devoa rac ar bobl, hac e lavarent : arabat eo e ve grêt epad ar gouel, rac aon e ve revolt etouez ar bobl.* Peguer vên eo dessenlou an dud enep d'an Otrou-Doue ha d'ar re a so dindan e broteccion! Ar Judevien a deuyo a benn eus o hini, nonpas dre o furnez, peini n'en eo nemet follentez, mes dre an disposicion eus an hini a laqint d'ar maro, peini en eus dija anoncet trahison Judas, reglet ar fêçon, an deiz, an heur eus e varo. Maleur d'ar re a gontribu da c'hloar Doue dre o c'hrimou, abalamour ma contribuint c'hoas d'ar memes gloar dre o zourmanchou eternel.

E zit eta, ô Jesus, da êchui al labour vras eus hon redempsion, o vervel volonteramant var an Groas. Mes al labour-ze êchuet eus ho peurz, ne vezo qet êchuet eus va c'hoste, ma ne rân qet d'an den coz mervel ennòn

dre ar vortificacion eus va c'horf ha va desiriou dizordren, ma ne allàn lavarat, evel an Abostol : *Stag òn ous ar Groas gant J.-C.* Grit eta, ô va Zalver, ne vezo deiz ebet em buez en peini e vanqfen d'en em offr deoc'h evel victim, en union ganeoc'h oc'hunan. *Amen.*

## CCLXXVI. MEDITACION.

*Jesus a goagn e ti Simon al lor, en Bethani.*

Maze. 26. 6-13. Marc. 24. 3-9.

1. „MES Jesus o veza en Bethani, en ti „Simon al lor, en amzer ma voa ous tol, „ur vreg a dostaas outàn gant ur voutaill „alabastr leun a nardi fin ha meurbet pre„cius, hac er scuillas var e benn o terri ar „voutaill. „ Ar vreg-se a implich, da henori Jesus, ar pez he devoa a breciussa, hac ar pez a implich ar real evit ar vanite, an impurete hac ar scandal. Ne vir netra eus un ongant qer precius; hac o terri ar voutaill, ne al memes rezervi netra. Ha ni a fel deomp plijout da Jesus ha meritout e faveuriou ? Imitomp un exempl qer caer. Caout a rimp ebars en hor madou, ebars en hor c'halon, ebars en



hor passionou memes pêadra da offr da Jesus ha da zisqeuz dezàn hor c'harantez. Bruzunomp hor c'halon, sacrifiomp hon affeccionou memes ar re guera, ne espernomp hini, ha mar deo possubl, en em laqomp ebars en necessite da nonpas retorn d'ar pez hon eus sacrifiet.

2. *Ur re benac a oe indignet, hac a lavaras : perac ober ar c'hol-se? Rac gallet e vije guerza an ongant ouspen tri-c'hant diner, hac o rèy d'ar beorien.* Perac e vurmurian Disqibien ? Perac ne respectont-y qet silanç Jesus, peini a baris approuv an accion ? Perac e comzont-y qen hardi ha qer c'hoêro en presanç o mestr ? Cetu aze petra eo an darnyuya eus hor murmuriou ; evita a rafemp un nombr bras anezo, m'or be ar respet a dleomp evit hor mestrou hac hor superioret. Un ongant implijet evit J.-C. hac èn a oa un dra gollet? Ha ne oa moyen al ebet da zoulaji ar beorien? Ar vreg-se ha ne roe netra d'ar beorien? N'en devije lavaret den mann, hac e vije en em zervichet eus he nardi evit ar vanite. Perac eta en em glêmer abalamour m'en implich evit disqeuz he c'harantez da J.-C. ? Beza a so c'hoas tùd pere en em glêm e roer re a vadou evit orni an Ilizou hac an Oteriou ; mes ar re

a ro ar madou-se, ne vanqont qet ive da rêy o lod d'an dud ezomec. Ar re a vurmur er c'hontrol, ne garont qet ar Relijion, hac ordinal ne garont qet muy ar beorien. O aour hac o arc'hant a so implijet en meubl hac en guisqamanchou superb, pe marteze evit ur fiu al c'hoas mezussoc'h. Lezomp-e da lavarat, hia contribuomp da zoulaji hor breudeur, hep neglija an decorañç eus an Tabernacl en peini e repos J.-C.

3. *Mes Jesus o c'houzout petra a dremene, a lavaras dezo : lezit ar vreg-se. Perac eritu poan dezi ? Un accion vad he deus grêt em andret.* Perac c'hoas hirio e comzer qement enep d'an dud devot, appliqet d'an œuvrou mad, ha pere a zelaou en silañç qement a lavaret enep dezo ? Tud injust, perac ne roit-u qet a beoc'h dezo ? Peseurt droug o deus-y grêt deoc'h ? Ober a reont ar vad, ha c'houi ne rit qet : deru aze o c'hrim dirac ho taoulagad. Mes J.-C. ne juch qet eveldoc'h ; sonjit penos un deiz e vezo Barner an dud-se hac oc'h hini oc'h-unan.

4. *Bepret ho pezo peorien ganeoc'h hac ec'h alfot ober vad dezo, mes n'o pezo qet bepret ac'hanôn. Pa he deus ar vreg-se scuillet an nardi var va c'horf, he deus grêt ar pez a oa en he fouar, diarbennet he deus an amzer da onganti va c'horf evit an entêramant.* Observomp gant peseurt tranqilite ec'h anonç Jesus e varo en creis ur repas. Ouspen ec'h anonç e entêramant, o veuli an accion misterius eus ar vreg-se. Hervez e exempl, qâçomp dre ol ganeomp ar zonjezon eus hor maro. Sonjomp penos ar c'horf-màn a dle hep dale beza entêret, penos ne dle beva ha mervel nemet evit Doue : ar zonjezon-se a zantifio ar plijadurezou inoçant, hac a zistroyo ac'hanomp dious pep plijadur difennet.

5. *M'en lavar deoc'h en guirione, ebars er bed ol hac en qement leac'h ma vezo prezeguet an Aviel-màn, ar pez he deus grêt a vezo publiet en memor anezi.* Jesus a bromet gant assurañç, dre zermant, penos accion ar vreg-se a vezo publiet dre ar bed-ol qêita ma vezo prezeguet an Aviel ; abaoue seitec siecl e velomp ar brediccion accomplisset, hac an amzer dremenet a assur ac'hanomp evit an amzer da zont. Piou eo eta an hini a ra un hevelep prediccion er memes amzer mac'h anonç e varo ? Piou eo eta an hini a so qer bras ha qen humbl assambles, qer puissant ha qen douç ?

Dre ar c'haracteriou-se e hanavezàn ac'hanoc'h, ô guir Vab Doue, ô J.-C., Doue ha Den. En em livra a rit d'ar maro evit va reconsilia gant ho Tad; mes o vervel, mes betec ebars er bez e viot ar Mestr Souveren eus ar bed ol, Roue an ol amzeriou hac an eternite. Credi a ràn ennoc'h, esperi a ràn en ho meritou; mes grit ma teuìn ive d'oc'h imita. Grit m'en em zavìn betec ennoc'h dre an disprisanç eus ar bed, eus e vurmuriou hac e veuleudiou vên. *Amen.*

## CCLXXVII. MEDITACION.

*Judas a drét gant Cheffou ar Judevien evit livra Jesus dezo.* Maze 26. 14-16. Marc. 14. 10-11. Luc. 22. 3-6.

1. « Mes Satan a antreas ebars en calon » Judas, leshanvet Iscariot, unan eus an » daouzec. » Satan en em rent mestr anezàn; eus un Abostol e ra ur renegat, hac ar c'henta instrumant eus a varo ar Messi. Pebes lam! Mes preparet e voa dre an avariç gant peini e voa antreet Judas ebars en Abostolach, ha peini en evoa antretenet ha creêt ebars er garg-se. *Unan eus an daouzec.* Un traitour etouez an



daouzec! Piou n'en devezo qet aon, piou ne greno qet, piou, en peseurt stad benac en em gafe, en em gredo en assuranç? *Judas, leshanvet Iscariot.* O hano execrabl d'an ol sieclou! Detesti a reomp an hano a Judas; diouallomp ne deufemp da imita e gundu.

2. *Neuze Judas a yas da gaout Princet ar Vêleyen, evit livra Jesus dezo, hac en em glévas gant an Officerien eus an Templ var ar fêçon d'en livra.* An hini a guitta compagnunez an dud vertuzus, en eus dija quittêt ar vertu; an hini en em blich o conversi gant ar bec'herien, gant enemiet an Otrou-Doue, ar Relijion, an Ilis, a so dija pec'her, adversour d'an Otrou-Doue, d'ar Relijion ha d'an Ilis. *Hac e lavaras dezo: petra a fel deoc'h da rêy dìn, ha me en livro deoc'h?* Judas, compren a rit-u petra a broposit? Livia Jesus, ar Messi, Mab Doue, Salver ar bed!... Da biou? d'e enemiet impi ha barbar dre jalousi!.. Evit peseurt fin? Evit m'en laqint d'ar maro dre ur suppliç iffam ha cruel!.. Ah! Satan a bossed ho calon, a gundu ho treid, a gomz dre ho qinou. Mes ne allàn-me qet appliqa dìn va-unan qement a lavaràn a Judas? N'em eus-me qet trahisset va dever, souillet va c'honsciang

evit un interest dister, pe evit an esperanç eus un henor pe ur fortun, marteze evit ur blijadur mezus ?... *Er zelaou a rejont gant joa.* Joa infernal, abalamour ma teu ur maleurus d'en em ober o c'honsort ha da fournissa dezo an occasion da ober an droug. Mar hon eus roet joa d'ar bec'herien ous en em unissa gante, sònjomp hon eus roet ar joa-se d'an drouc-speret ha d'an ifern en antier; ha mar hon eus bet joa o velet ar real ous en em gol, sònjomp e partajèmp ar joa-se gant an drouc-speret, ha ne allemp en fêçon al ebet en em renta muyoc'h hànval outàn.

3. *Eus o c'hoste e convenjont rèy dezàn trégont pez arc'hant, hac eus e goste en em angajas d'en livra dezo.* Cetu eta grêt an accord : ar Judevien a royo ar som a bemp pe d'ar pella eus a zeg scoet eus hor money. Judas a gunduo ar zoudardet, a zisqeuzo hac a livro Jesus dezo hep ma voezo ar bobl netra. Cetu aze complodou ar bec'herien; peguer disprisabl, peguer detestabl n'en int-y qet! *Hac abaoue an amzer-se, ne glasqas muy nemet an occasion d'en livra, ha d'en ober hep trous.* O heuill Jesus, ous er zelaou, a betra e voa occupet Judas? D'en em acquitta



gant adres eus ar bromessa en deus grêt da livra e Vestr, ha da c'honit ar som a so prometet dezàn. A betra en em occup ar pec'her, an hipocrit mesqet gant an dud santel ha fervant? Occuppet eo eus e banchant, ne zonch nemet clasq ar voyen d'en em gontanti hep en em rêy da hanaout. Ebars er memes Ilis, ebars er memes Sacrific, avichou ous an Dol Santel, gant ar memes apparanç a zevocion en em gav an den just hac ar pec'her, an Abostol hac an Judas, ar mignon hac an traitour. An dud ne hanavcont qet an differanç, ar pec'her ne c'houlen qen; mes an Otrou-Doue a vel ar pez ne vel qet an dud, a gondaon ar pec'het hac a approuv ar vertu.

O Jesus, penos e souffrit-u Judas en ho compagnunez? Penos oc'h eus-u vá zouffret me va unan en amzer m'o trahissen, m'oc'h offançen? Penos em zouffrit-u c'hoas bremàn, pa zòn occupet, nonpas eus an desseign d'ho trahissa (Ah! qent mervel mil guech), mes occupet gant mil objet a bere e vijen exant, ma vijen muyoc'h fidel! O va Doue, n'em abandonit qet d'am passionou; grit dìn combatti ar c'henta attaqou, gant aon ne ven trêinet ebars er c'hrimou brassa. *Amen.*

## CCLXXVIII. MEDITACION.

*An Disqibien a brepar ar Pasq.* Maze. 26. 17-19. Marc. 14. 12-16. Luc. 22. 7-13.

1. „ Mes an deiz qenta eus ar bara hep „ gouëll, en peini ec'h imolet ar Pasq, an „ Disqibien a deuas da gaout Jesus, hac a „ lavaras dezàn : pelec'h e fel deoc'h-u e prepar- „ femp ar pez a so necesser evit dêbri ar Pasq? „ Neuze e caças daou eus e Zisqibien, Pêr ha „ Yan, hac e lavaras dezo : ît da brepari ar „ pez a so necesser evit dêbri ar Pasq. Lava- „ rat a rejont dezàn : pelec'h e fel deoc'h-u e „ preparfemp? It en qær; oc'h antren e ran- „ contrfot un den o touguen ur podad dour; „ heuillit-àn ebars en ti en peini ec'h antreo: „ hac en pelec'h benac mac'h antreo, lavarit „ da vestr an ti : ar Mestr a zigaç da lavarat „ deoc'h : va amzer a so tost, dont a ràn da „ ober ar Pasq gant va Disqibien, ober a ràn „ ar Pasq en ho ti, pelec'h e màn ar plaç evit „ se? Hac e tisqeuzo deoc'h ur zal vras meublet „ ol; preparit deomp eno ar pez a so necesser. „ Peguen admirabl eo an detaill a ra amàn Jesus! Un Doue hepqen a alle hanaout an traou a



so anoncet hac an accord eus an ol circonstançou. Un Doue hepqen a alle henvel an amzer, an deiz en peini e zê da zouffr ha da vervel evidomp. Un Doue hepqen a alle hanaout an disposicionou eus a vestr an ti en peini ec'h antreje an Disqibien.

2. *An Disqibien o veza partiet, a deuas en qær hac a gavas qement en evoa lavaret dezo, hac a breparas ar pez a oa necesser evit ar Pasq, hervez ma voa bet ordrenet dezo gant Jesus.* An oboissanç parfet a gao qement a so necesser; oboissomp evel an daou Abostol, Doue a vezo contant, hà ne vanqo netra deomp.

3. Piou en devije sonjet penos ar zal-se a yê da veza ar Sanctuer eus an Divinite, ar c'henta Ilis Christen, laqet gant he simplicite en plaç an Templ qer manifiq a Jerusalem? Eno e qemero an Den-Doue ar repas diveza eus e vuez mortel, hac ec'h instituo ar banqet peini a dle mezur ar Gristenien bete fin ar sieclou. Eno e celebro an diveza Pasq eus a Lezen Moyses, hac ec'h etablisso ar Pasq neve, e laqo fin d'ar Vêleguiach ha d'ar Sacrifiçou ancien, e consacro ar Vêleyen pere a dle offr ar Sacrifiç Divin hac uniq eus al

Lezen a c'hraç. Eno e velo an Ebestel o Mestr ressuscitet; eno e recevint visiblamant ar Speret-Santel, hac e comprenint petra eo Rouantelez an Otrou-Doue; ac'hane erfin e partiint evit mont da gaç ar sclêrijen d'ar bed ol. Hon Ilisou a so ar gontinuacion eus ar zal-se; peseurt respet ne dleomp-ni qet da gaout evite! Hor c'halonou a so ive cenaclou neve; gant peseurt attancion ne dleomp-ni qet o dioüal dious pep souilluren?

O va Doue, grit ne dostaìn ouzoc'h nemet gant ur galon purifiet dre ar binijen, anflamet a garantez, ornet eus an ol vertuziou christen, evit eus ho panqet sacr, da beini e conviit ac'hanòn var an douar, ma tremenìn d'ar fest eternel, en peini e vezìn ive mezuret eus ac'hanoc'h, mes hep voal, ha gant an assuranç n'o collin birviqen. *Amen.*

## CCLXXIX. MEDITACION.

*Gant peseurt carantez e celebr Jesus ar Pasq.* Maze. 26. 20. Marc. 14. 17. Luc. 22. 14-16. Yan. 13. 1-3.

1. CARANTEZ oboissant. *An nos eta o veza deut, Jesus en em rentas eno gant an daouzec.*



*Pa voe éru an heur, en em laqas ous tol, hac an daouzec Abostol gantàn. An deiz diaroc gouël Pasq.* Jesus a observas gant fidelite Lezen Moyses betec ar fin. Peguer bras dezir benac en evoa da celebri ar Pasq-màn, e c'hortoas an deiz, an heur, ar moment. Hac evelse ec'h oboissomp-ni da Lezen Doue?

2. Carantez infinit. *Qent Gouël Pasq, Jesus o c'houzout e voa deut e heur da dremen eus ar bed-màn d'e Dad, esel m'en evoa caret e dud pere a oa ebars er bed; o c'haras betiaq ar fin.* Sacramant an Oter eo ar pez a so hanvet gant S.-Yan ar garantez betec ar fin. En effet, hac èn a el beza ur garantez muyoc'h liberal, muyoc'h pur, muyoc'h divin? Hac aonadou, a flamou, a zeliçou a gaver ebars ar Zacramant-se, pa en recever gant an dispositionou santel, pa vediter var an dreist-muzur eus ar garantez-se betec ar fin, mar er grêr gant ur speret recueillet hac ebars er sinanç eus ar foiz!

3. Carantez jenerus. *P'en devoa an drouc-speret laqet dija ebars en calon Judas, mab da Zimon Isoariot, an desseign d'en trahissa.* Guell eo bet gant Jesus en em exposi da brofanacion Judas, d'an ol brofanacionou pere

a vezo cometet bete fin ar bed, eguet priva e vugale eus an testeni divin-se eus e garantez. Penos e respontomp-ni eus ur garantez qer jenerus? Jesus en em expos d'an ol indigniteou evit en em unissa ganeomp, hac ur goal banchant, ur goapêrez a arêt ac'hanomp! Ne gredomp sacrifia netra, souffr netra evit en em unissa gant J.-C.!

4. Carantez ol-c'halloudus. *Jesus o c'houzout penos e Dad en evoa laqet pep tra entre e zaouarn.* Jesus a implich en hor faveur an ol-buissanç en eus recevet digant e Dad. Chench a ra ar bara en e Gorf hac ar guin en e Oad, hep ma el al lagad guelet ar miracl. Lezel a ra gant e Vinistret ar pouar da ober ar memes tra, evit ma parveno ar miracl en hor bete ha bete fin ar sieclou. O carantez Doue! ô carantez va Zalver! ô carantez ol-c'halloudus! Ah! petra a allàn-me nemet en em aneantissa dirazoc'h, adori ha publia penos un hevelep carantez a dremen ententamant an dud hac an Ælez!

5. Carantez ardant. *Deziret em eus gant ardeur débri ar Pasq-mâ ganeoc'h qent eguet ma souffrin.* Ha me a vezo bepret insansibl ous ur garantez qen ardant, ha me a vezo bepret



yen en creis an tan? Jesus a zezir gant ardeur en em unissa ganèn, nonpas evit e avantach e-unan, mes evit va hini: ha me ne zeziràn qet en em unissa gant Jesus, me en em zispanç eus an union-se, me a ziffer hira mac'h allàn, ha pa dostaàn effin, er gràn gant ul lachete, un yenien inconcevabl. O va Jesus, mez em eus ouzon va-unan; ho pezit truez ouzin; tolit ebars em c'halon un elvaden benac eus ar garantez-se gant peini e zoc'h consumet evit un den ingrat.

6. Carantez tener. *O c'houzout penos e zeo digant Doue, hac e retorn da gaout Doue; me ziscléry deoc'h, emezàn, penos ne zèbrin muy ar Pasq gen en em accomplisso en Rouantelez Doue.* Pasq ar Judevien a yê da finissa dre an institucion eus ar Pasq christen, eus a Basq an Ilis peini eo Rouantelez Doue; ar Pasq christen, e-unan n'en devezo e accomplissamant parfet nemet ebars en êu er Rouantelez eternel eus an Otrou-Doue, el lec'h ma vezo e-unan hor magadurez, m'er guelimp hep voal, ha ma ray hor boneur evit biqen. Qenlies guech ma comuniomp, e tlefemp en ober evel pa ve ar vech diveza eus hor buez, o c'hortos mont da celebri ar Pasq parfet ebars er barados.

O va Redemptor divin, peguer fal e respontomp ous ar garantez a zisqeuzit deomp! Pa dosta ar maro en em rejouissit, dre ma zit da zovetât ar bed, da accomplissa ar misterion, ha da zistruja dre ho maro tiranteri ar maro. Hac an distera poan a renqàn da zouffr evidoc'h, cetu me spontet ha discaret. Rentit aq'hanomp muyoc'h dign da veza Disqibien deoc'h, evit m'on devezo evidoc'h ur garantez ardant, tener ha jenerus, *Amen.*

## CCLXXX. MEDITACION.

*Jesus a voëlc'h treid e Ebestel.* Yan. 13. 1-11.

1. « An goan o veza grêt, Jesus a zao dious » tol evit goëlc'hi treid e Ebestel. Quittât a » ra e zillad, hac e qemer ul lien peini a laqa » en dro dezàn. Neuze e scuill dour ebars en » ur billig, hac e comanç da voëlc'hi treid e » Ebestel, hac o zorcha a ra gant al lien a » so dirazàn. » O va Zalver, pelec'h en em laqìn-me pa ho quelàn ous treid ho Tisqibien, o renta dezo ur zervich qen izel ha qen humiliant! C'houi, Otrou Souveren, a voëlc'h, a dorch treid ho crouadurien! Ha me, preòn douar, en em glêm, hac a betra peur-vuya? Abalamour



Abalamour ma ràn re evit ar real, hac ar pez a so muyoc'h indign c'hoas, abalamour ne ra' qet ar real aoüalc'h evidòn.

2. *Tostât a eure eta da Zimon-Pêr, ha Pêr a lavaras dezàn: Otrou, c'houi, goëlc'hi va zreid dìn!* Ne oar qet souezet eus ar pez a lavar S. Pêr. Ar gundu a Jesus a so incomprenabl. *Jesus a respontas dezàn: ar pez a ràn, n'er c'homprenit qet bremàn, mes en compren a refot goude-se.* Ne hanaveit bremàn nac ar mister eus va humiliacionou, nac ar vagadurez divin peini a zestinàn deoc'h hac evit peini ho preparàn. Mes hanaout a refot qementse ol un deiz. *Pêr a lavaras dezàn: nan, biqen ne voëlc'hfot va zreid dìn.* Goude ar pez en devoa lavaret Jesus da Bêr, rezistanç an Abostol-se a yê re bel. Pa offr J.-C. faveuriou, o refus a so presompcion hac orgouill, ha nonpas humilite. *Jesus a respontas dezàn: mane voëlc'hàn qet ac'hanoc'h, n'o pezo qet a lod ganén. Simon-Pêr a lavaras dezàn: Otrou, goëlc'hit nonpas hepqen va zreid, mes c'hoas va daouarn hava fenn. Jesus a lavaras dezàn: an hini a so bet goëlc'het, n'en eus ezom da voëlc'hi nemet e dreid, hac ezeo antieramant net.* Pêr goude ar gourdrouz terrubl penos n'en

devije qet a lod gant J.-C., a gonsant beza goëlc'het. Seblantout a ra coëza en un defot al, o c'houlen beza goëlc'het ive penn ha daouarn. Mes pa vé bet goëlc'het ar c'horf en antier, n'en eus muy ezom da voëlc'hi nemet an treid evit lemel ar poultr a zestumer en ur guerzat; ar rest eus ar c'horf a chom propr. Evelse e corrich J.-C. eil defot e Abostol.

3. *C'houi a so pur*, a lavare Jesus d'e Ebestel. Evelse ive an hini a so bet goëlc'het ebars en dour ar vadiziant, pe en eus goëlc'het ar pec'hejou cometet abaoue ar vadiziant, ebars en dour ar binijen, hennes a so pur; hac evit tostât ous an Dol Zantel, n'en eus ezom da voëlc'hi nemet e dreid, da lavaret eo, effaci ar pec'hejou veniel, ar zouillurennou-se pere a gontracter dre ar frajilite humen; cetu petra a dle da ober, pe dre ar gontriccion, pe ous en em adressi da ur c'hôvessour. Qement-màn a sel ispicial an dud scrupulus, pere a felfe dezo bepret goëlc'hi o daouarn hac o fenn, bepret retorn var o c'hôvessionou tremenet, bepret ober côvessionou jeneral, a bere ne vent qet muyoc'h contant eguet eus ar re o deus grêt dija! Ar re-se a dle imita soumission S. Pêr, caout confianç en mizericord an Otrou-Doue,



hac heuill conseillou un Director prudant.

4. *Evelse e zoc'h pur, mes nonpas ol. Rac gouzout a rê piou a oa an hini a dleye en livra; abalamour da-zè e lavaras: n'en oc'h qet ol pur.* Jesus o voëlc'hi treid Judas, Judas determinet da livra Jesus; da beseurt fin e tenno qement a garantez eus un tu, ha qement a obstinacion eus un tu-al? Mes Judas n'en eus aon rac netra; occupet eo hepqen eus e zesseign malcurus. Evelse ur pec'her dallet ha temerer, peini gant ur gonscianç souillet a bec'hejou marvel, a dosta ous an Dol Sacr, n'en eo spontet na dre ar c'hrim enorm peini a gomet, na dre ar bunicion derrubl da beini en em expos.

Pel diouzin, ô va Zalver, un hevelep crim: hac evit va renta dign eus ho Sacramant adorabl, goëlc'hit ac'hanòn c'houi oc'h-unan, ha purifiit ac'hanòn muyoc'h-muy memes dious al lijera souillurennou. *Amen.*

## CCLXXXI. MEDITACION.

*Jesus d'e Ebestel, goude beza goëlc'het o zreid.*

Yan. 12. 13-20.

1. GOUDE eta m'en devoe goëlc'het o zreid hac adqemeret e zillad, en em adlaqas ous

„ tol, hac e lavaras dezo : compren a rit-u petra „ am eus grêt deoc'h ? „ Ni a oar petra en eus grêt J.-C. evidomp, mil moez o deus-àn disqet deomp : pebes sujet a gondaonacion, mar bezomp infidel ! *Va henvel a rit Mestr hac Otrou, ha mad a rit, rac beza òn qementse ol. Mar em eus eta, me oc'h Otrou hac ho Mestr, goëlc'het ho treid deoc'h, e tleit ive an eil goelc'hi treid eguile ac'hanoc'h.* Goëlc'hi treid ar real a zinifi amàn an humilite hac ar garantez. O vertuziou qer recomandet ha qer pratiqet gant ar Mestr divin, peguen nebeut e zoc'h hanaveet hac imitet gant an Disqibien ! Mes ar Mestr a venjo ac'hanoc'h eus an disprizanç o devezo bet evidoc'h e zervicherien indign. *Rac me am eus roet deoc'h an exempl, evit ma refot oc'h-unan ar pez em eus grêt en oc'h andret.* An Ilis a nevea bep bloaz ar pratiq santel da voëlc'hi an treid ; mes an exempl a J.-C. hac an imitacion a dleomp dezàn, a sel an ol vertuziou.

2. *En guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h, ar zervicher n'en eo qet brassoc'h eguet e Vestr, nac an hini a so cacet brassoc'h eguet an hini en caç. Mar gouzoc'h an traou-se, e vezot eurus ous o fratiqa.* Ur



boneur eternel a so prometet d'an imitatoret fidel a J.-C. Petra a el parissa difficil deomp evit gonit un hevelep recompanç ? Mes peseurt douçter ne dànva qet adalec ar bed-màn an hini ne zistro qet e zaoulagad dious an exempl divin-se, hac a ra e bossubl evit en imita en ur fêçon bepret parfetoc'h ! O caera, ô eurussa buez ! Dindan an diavès-se humbl, modest, oblijant, dilijant, souffrant, peguement a gonsolacionou interior cuzet, peguement a c'hraçou, a zeliçou, pere a so evel an tànva eus ar joayou celestiel ! Mes ma n'en eo qet capabl ar recompanç da ober deomp qerzat varlerc'h Jesus, doujomp da viana punicion ar re a refus en ober. An hini ne imito qet J.-C., a vezo maleurus eternelamant, a so maleurus adalec ar bed-màn. Rac petra eo e vuez ? Ur vuez a remorzou, a droublien, a zissipacion, a zizevocion, a zourciou, eus un inqietud cuntinuel.

3. *N'en deo qet ac'hanoc'h ol e comzàn ; gouzout a ràn pere am eus choazet, mes ret eo ma ve accomplisset ar gomz-màn eus ar Scritur : An hini a zébr ganén, a zavo e droad enep din.* Un Abostol choazet gant J.-C., en em zevel enep d'e Vestr, er guerza,

en trahissa! Guelet a so, guelet a vezo c'hoas ebars er plaçou huella, ebars er gondicionou parfeta imitatoret eus an traitour Judas, pere en em zavo enep da Jesus, enep e Viqêl var an douar, enep e Ilis, pere en em laqo en penn e enemiet hac e bersecutoret. *En lavarat a ràn deoc'h adalec bremàn, qent mac'h éruo an dra-ze, evit, pa éruo, ma credfot petra e zòn.* Trahison Judas, souffrançou J.-C.; ar circonstançou eus e varo, anoncet gant ar Brofetet, anoncet gantàn e-unan, n'en int-y qet ur breuven patant hac incontestabl eus e Zivinite? Doue hepqen, peini a gundu pep tra, a el hanaout au traou da zont, rêy hanaoudeguez anez, ober o scriva ebars en leoriou pere a deu da veza archivou ar bed ol. Nacionou en em drompl var ar Relijion; Christenien en em zepar dious ar guir Ilis; nebeut ebars er guir Ilis a vev hervez an Aviel; qementaç ol a so bet anoncet, hac a brouv penos J.-C. a an digacet gant Doue, a so Doue, Salver ha Barner an dud.

4. *En guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h : an hini a receo an hini am bezo cacet, a receo ac'hanòn; hac an hini a receo ac'hanòn, a receo an hini en eus va digacet.*



Evelse, ô va Zalver, goude beza recomandet an humilite d'oc'h Ebestel ha d'o Tisqibien; e laqit anezo ebars en ho quiriou oc'h-unan, hac e fel deoc'h ne gonsiderfemp nemedoc'h ebars en ho fersonach. Respecti a rin eta ho Ministret; rac ma refuzfen henori anezo, memes var digare o defotou, e ve deoc'h oc'hunan e refuzfen an henor. Pa oc'h eus anoncet ar scandalou, e zint ur breuven eus ho Tivinite. Grit eta ma rentint ac'hanòn muyoc'h ferm ebars er feiz; grit ma servichint evit ho cloar hac avantach ar re choazet. *Amen.*

## CCLXXXII. MEDITACION.

*Jesus a ra ar Goan Pascal gant e Ebestel, hac a zisclêry penos unan anezo en trahisso.* Maze. 26. 21-25. Marc. 24. 18-21. Luc. 22, 17-18.

1. „ Hac o veza qemeret ar C'halir, e ras „ an accion a c'hraç. Ar beden qent ar repas a hanvet accion a c'hraç, hac ar beden goude hymn pe veuleudi. *Hac e lavaras : qemerit-àn ha partajit-àn entrezoc'h.* Evelse ar chef a famill a vinigue ur goupen leun a vin, ha goude beza evet e-unan, he frezante d'ar

real, pere a eve ol, hervez o renq. *Rac me a zisclèry deoc'h penos ne evìn muy eus a frouez ar vinien, qen a vezo érurën Doue.* Ar rën a beini e comz amàn J.-C., eo redemption ar bed dre e Varo hac e Resurreccion. O Jesus, gant peseurt tranqilite e comzit eus ar pez a gousto deoc'h oc'h ol Goad! Gant peseurt carantez en em offrit d'an tourmanchou ha d'ar maro!

2. *Hac evèl ma voant ous tol ha ma tëbrent, e lavaras dezo : En guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h : unan ac'hanoc'h peini a zébrganén am zrahisso. Hac ar gomzse a ras dezo un dristidiguez vras.* Ar memes tra a afflich c'hoas an dud Apostoliq hac an eneou fidel ebars er solemniteou brassa, pa gonsideront penos Jesus a vezo trahisset ha recevet indignamant marteze gant un nombr bras. *Ar gomz-se o veza bet cos dezo eus un dristidiguez vras, pepini a gomanças da lavarat dezàn : ha me a ve, Otrou?* Qent tostât ous ar Gomunion, en em examinomp gant ur spont santel, evit en em assuri en qement ha ma zeo possubl er bed-màn, penos e màn hon ene en stad vad.

3. *Mes (Jesus) a respontas dezo : unan*



*eus an daouzec eo, ha laqat a ra ganén an dorn er plad. Hennez memes am zrahisso. Evit Mab an Den a ya hervez ma zeo bet scrivet anezàn; mes maleur d'an hini dre beini e vezo trahisset Mab an Den; guell e vije bet dezàn ne vije biqen deut er bed.* Jesus a gomz bepret eus e varo gant ar memes tranqilite hac evel eus un dra anoncet ebars er Scritur. Hep henvel an traitour, e ra dezàn ar goudrous ar muya epouvantabl. Peseurt pec'her a vezo insolant aqüalc'h, adversour aqüalc'h dezàn e-unan evit attenti var bersonach Jesus hac en receo en stad a bec'het marvel, en risq d'en em galedi evit bepret, da vervel en dizesper ha da veza collet eternelamant? An hini a imit trahison Judas, a dle caout aon rac ar fin a Judas.

4. *Judas, peini en trahissas, o qemer ar gomz, a lavaras ive dezàn : Mestr, me eo? Jesus a respontas dezàn : En lavaret oc'h eus.* Evit petra e ra Judas ar memes goulen evel ar real? Marteze evit nonpas en em rêy da hanaout evit ar c'houpabl, ma n'en devije qet grêt evel ar real; marteze evit tenti Jesus, hac en em assuri pe én a voa hanavect pe ne voa qet. Mes goude n'en eus Jesus disclêryet

dezàn pénos en hanav evit ar c'houpabl, petra en dalc'h en presanç e Vestr divin, en compagnunez an Ebestel? Allas! ar pez a zalc'h bemde qement a bec'herien ous an Dol Sacr evit ober communionou sacrilech. Judas a chom abalamour n'en eo hanaveet nemet gant Jesus, hac ar bec'herien a gont qementse evit netra. Judas a chom, abalamour m'en em selle evel assuret penos Jesus n'eu dizoloje qet d'ar real: ma tlefe ur burzud sansibl ober hanaout ous troad an Oter ar bec'herien sacrilech, e tioüalfent erfat d'en em bresanti qent beza en em examinet hac en em burifiet eus o fec'hejou; mes abalamour ne zoujer qet ur seurt burzud, e zer hep precocion, evel hep aon. Judas en devije bet aon ous en em retira, en em rêy da hanaout evit coupabl. Peguement a dud en em avanç c'hoas hirio da ober comunionou sacrilech, gant aon da rêy da hanaout, pe memes da soupçoni ar stad maleurus en peini en em gavont.

O va Doue, ne bermetit qet ec'h imitfen birviqen crim an traitour a beini e tetestàn an hipocrisi hac ar galeder! Ne allàn nemet en em disfiout ac'hanòn va-unan; soutenit va zempladurez dre ho craç; ennoc'h hepqen



e man va c'honfianç. Ho pezit truez ouzìn, ô Jesus! grit ma vezìn ur sujet fidel ebars en ho Rouantelez, peini a so deut betec ennòn, ha ma veritìn ho quelet ha rën ganeoc'h ebars en ho Rouantelez celestiel. *Amen.*

## CCLXXXIII. MEDITACION.

*Institucion Sacramant an Oter.* Maze. 26. 26.-28. Marc. 14. 22-25. Luc. 22. 19-20.

„ MES evel ma coagnent, Jesus a guemeras „ bara, en binigas, en torras hac en roas d'e „ Zisqibien, en ur lavarat: qemerit ha dêbrit, „ hemàn eo va C'horf peini a vezo roet evidoc'h. „ Grit qement-màn en memor ac'hanòn. O „ qemer neuze ar C'halir, e rentas graçou, hac „ en roas dezo, en ur lavarat: efit ol ac'hann, „ rac hemàn eo va Goad, ar goad eus an alianç „ neve, peini a vezo scuillet evit calz en remis- „ sion d'ar pec'hejou; hac ec'h evjont. „ Ne aller qet credi en J.-C., hep credi er guir bresanç eus e Gorf hac eus e Oad, goude comzou qer sclêr, pere a so adlavaret gant S. Paul, hac a so qer conform d'ar bromessa grêt dija gant J.-C... *Débrit hac efit.* N'en eo qet hepqen evit receo hon homachou en eus instituet J.-C.

ar Zacramant-màn, mes c'hoas evit servichout deomp da vagadurez, evit rêy deomp e vuez, buez an ene, peini a ya betec hor c'horfou, ha dre ar vertu a beini J.-C. a ressuscito ar c'horfou-se en deiz diveza. O abim a vizericord, ô Jesus, chenchit ac'hanòn ennoc'h, bevit ennòn, grit ma vevin eus ac'hanoc'h hepqen... C'tu aze institucion ar Zacramant. Hor Zalver en eus ive instituet ur Sacrifiç.

1. Ur guir Sacrifiç. Ar victim eo J.-C., laqet ebars en ur stad a varo, e Gorf ò veza separet dious e Oad en ur fêçon misterius, evit represanti ar maro veritabl peini en eus souffret var ar Groas. Ar Bêleg eo ive J.-C., peini en em offr e-unan var an Oter evel m'en em offras var ar Groas. Ous en em offr dindan ar speçou a vara hac a vin, hac o veza eus an tribu royal a Juda, J.-C. a so Bêleg hervez an urz a Velchisedech, peini o veza Roue ha Bêleg a offraç bara ha guin. Sacrifiç J.-C. evel e vêleguiach a so eternel; abalamour da se en eus instituet Bêleyen evit derc'hel e blaç; dre ar minister visibl eus ar Vêleyen, ar memes Sacrifiça beini J.-C. a so bepret ar Bêleg principal, a so offret var an douar betec fin ar bed. Ar c'henta Bêleyen a oe an Ebestel, da bere



J.-C. a roas an dignite huel-se, hac en pere ec'h imprimas ar c'haracter, pa lavaras dezo : *Grit qement-màn en memor ac'hanòn.* J.-C. a so imolet dre ar c'homzou eus ar gonsecracion : *Hemàn eo va C'horf, hemàn eo va Goad.* Dre ar c'homzou-se J.-C. a so rentet presant, ar bara hac ar guin a so chenchet en e Gorf hac en e Oad. J.-C., evel ne al muy mervel, en em gav en antier dindan an eil speç hac eguile; mes dre vertu ar chomzou, n'en eus nemet e Gorf dindan ar speç a vara, hac e Oad dindan ar speç a vin : hac ar stad-se a varo misterius a so ar memor hac ar represantacion demeus ar maro veritabl en eus souffret var ar Groas. Pebes burzudou, pebes grandeur, pebes furnez, pebes puissanç, pebes carantez! Gant peguement a rêzon e zeo hanvet an ofern, ar misteriou santel! Gant peseurt respet e tleomp asista enni! Peguen huel eo dignite ar Vêleyen! Peguement e tleomp o respecti! Peguement e tleont en em respecti int o-unan!

2. Sacrifiç uniq, peini en eus distrujet Sacrifiçou an idolatret, en eus ramplacet ar Sacrifiçou eus al Lezen naturel hac al Lezen scrivet. Sacrifiç uniq hac ar memes Sacrifiç evel Sacrifiç ar Groas. N'en eus qen differanç nemet ebars

er fêçon ma zeo offret : var ar Groas ar victim a oe imolet dre ur maro veritabl ha sanglant ; var an Oter e zeo imolet dre ur maro misterius ha nonpas sanglant. Sacrifiç uniq, hac ar memes Sacrifiç ebars en ol vroyou, ebars en ol amzeriou. Eus a Zacrifiç an ofern e comze an Otrou-Doue dre ar Profet Malachi, en ur lavarat : *Adalec an Oriant betec an Occidant, va hano a so bras etouez an nacionou : en pep lec'h e sacrifier hac ec'h offrer d'am hano un offranç pur.*

3. Sacrifiç necesser. Necesser d'ar Relijion Gristen. Ar guir Relijion, abaoue Adam, he deus bet Sacrifiçou. Ar Relijionou fos o deus bet sacrifiçou, petra benac ma voant impi hac offret d'an drouc-speret. Penos eta ar Relijion Gristen a chomfe hep Sacrifiç? Sacrifiç necesser da c'hloar an Otrou-Doue. An ofern hepqen a so ur Sacrifiç dign eus an Otrou-Doue, abalamour ar victim a offrer var an Oter a so Doue, hac un hevelep victim hepqen a respont parfetamant ous grandeur an hini da beini e zeo imolet. Ar victimou eus al Lezen ancien n'en int bet agreabl d'an Otrou-Doue, nemet dre ar pris a dennent eus a victim al Lezen neve. Erfin Sacrifiç necesser d'on ezomou,



Ar victim adorabl peini a so offret gant ar Bêleg, peini a offromp ni hon-unan dre zaouarn ar Bêleg, a so evidomp ar voyen d'en em acquita en ur fêçon dign eus a guement a dleomp d'an Otrou-Doue, d'en adori, d'en trugarecât, da obteni e chraçou, da galmi e golêr. He offr a reomp, nonpas hepqen evit ar re veo, mes c'hoas evit ar re varo pere a so dleourien d'ar justiç divin. Hor pec'hejou a dle hep douetanç hor morc'hedi ar muya vàr an douar; mes J.-C. hor victim a fournis deomp peadra d'en em gonsoli, a bourve d'on ol ezomou. Abalamour da-se en eus deurveet ober amàn mancion expres eus *a remission ar pec'hejou.* Ah! pa hon eus pec'het qement, offromp ar victim-se a beini ar goad a so bet scuillet evit *remission ar pec'hejou.*

Ia, ô victim adorabl, en em unissa a rìn ganeoc'h epad va buez; ober a rìn ganeoc'h ar sacrifiç eus va buez; pa vezo êru ar moment, e varvìn ganeoc'h, hac ec'h esperìn pep tra eus ho Coad scuillet evit *remission ar pec'hejou.* Amen.

## CCLXXXIV. MEDITACION.

*Jesus a zisclêry un eil guech d'e Ebestel penos e vezo trahisset gant unan anezo.* Luc. 22. 21-23. Yan. 13. 21-22.

1. „ Jesus o veza lavaret ar c'homzou-se, „ a oe troublet ennàn e-unan, hac a zisclêryas „ dezo ar pez a dleye êruout gantàn, hac e „ lavaras dezo : en guirione, en guirione, „ m'en lavar deoc'h, unan ac'hanoc'h am zra- „ hisso. An hini a dle va trahissa a so ous „ tol ganéu. „ O Jesus! petra a el beza capabl da droubli ar peoc'h eus oc'h ene? N'en eo troublet nemet abalamour ma fel deoc'h hac en qèment ha ma fel deoc'h. Ah! crim Judas, hac ar fin maleurus eus an Abostol caledet-se a ra deoc'h frémissa! E màn ous tol ganeoc'h, ous an dol eus ho Corf hac eus ho Coad!... Ah! peguen allès, ô va Zalver, e zòn bet va-unan un objet a horrol evidoc'h!

2. *Mab an Den a ya hervez ma zeo bet rezolvet evitàn; mes maleur d'an hini dre beini e vezo livret!* An Otrou-Doue a nevea e c'hourdrouzou; an dud a so insansibl; an nombr eus ar re a drahis Mab an Den a gresq bemde; mes



mes bepret e vezo guir ar gourdrouz terrublmàn : *Maleur d'an hini dre beini Mab an Den a vezo trahisset.* Crenomp eta, dioüallomp ous ar goal exempl, conservomp pe réparomp hon inoçanç.

3. *Neuze an Ebestel a gomanças da c'houlen piou a oa an hini entreze a alje ober un hevelep accion, hac en em zellet a rent an eil eguile, dre ne ouient qet a biou e comze.* Morc'hed an Ebestel fidel a ya bepret var gresqi. Judas hepqen a so insansibl. Pebes caracter, pebes monstr!

Allas! n'en òn-me qet bet, n'en òn-me qèt c'hoas hànval outàn? O va Doue, peseurt profit a dennàn-me bremàn eus an avertissamanchou a roit dìn en fonç va c'halon, eus ar baciantet gant peini em zupportit, eus ar merqou a garantez a recevän diganeoc'h? O va Zalver, laqit dre ho craç un differanç antier entre me hac an traitour a beini e tetestàn an hipocrisi hac ar galeder! *Amen.*

## CCLXXXV. MEDITACION.

*Jesus a zisclêry da S. Yan piou eo an traitour, ha Judas a zorti evit accomplissa e zesseign.* Yan. 13. 23-30.

1. « Mes unan anezo, peini a oa caret gant » Jesus, a repose var e beultrin. « Beza caret gant Jesus, pebes boneur! Da S. Yan e voa accordet ar faveur-se, abalamour d'e veritou, ispicial e burete, e zouçter, e attancion hac e zoumission da ol gomzou e Vestr divin. Imitomp vertuziou S. Yan, hac ec'h allimp eveltàn reposi var beultrin Jesus en amzer an affliccion, an orêzon, hac ispicial en amzer ar gomunion. Eus ar galon sacr-se e tennas S. Yan ar secrejou divin, ar c'hentelliou tener a garantez Doue hac an nessa, pere en eus lêzet ganeomp ebars en e Aviel, en e Lizerou hac en e Apocalyps, evit pere en eus souffret betec eva ebars en Calir an Otrou-Doue, ha mervel ebars en exerciç eus ar zêl hac ar garantez. Pedomp an Abostol zantel da obteni evidomp e vertuziou, evit ma veritimp caout lod ebars en e faveuriou.

2. *Simon-Pêr a ras eta sin dezàn da c'houlen ous Jesus a biou e comze.* Pêr o hanaout santimanchou Jesus evit S. Yan, a gredas ec'h alje dreizàn caout sclêrijen var ar pez a zesire gant qement a ardeur da hanaout. *S. Yan eta o veza panchet var galon Jesus, a lavaras dezàn: Otrou, piou eo?* Ar goulen eus an daou Zisqib afflijet, leun a garantez evit o Mestr, a deuas evel da forci Jesus da zizolo ar pez en evoa cuzet bete neuze. *Jesus a respontas dezàn: an hini da beini e zàn da bresanti un tam bara trempet. Hac o veza trempet un tam, en roas da Judas-Iscariot, mab da Simon.* S. Pêr n'en evoe qet a boan o hanaout ar secret eus an tam bara... Mar d'omp carguet eus a real, implijomp ar beden evit hanaout an droug evel Pêr, hac an douçter evit remedia outàn, hervez an exempl a Jesus.

3. *Qerqent ha m'en evoe débret an tam-se, Satan en em rentas mestr ennàn.* Pa roe Jesus da Judas un tam bara trempet gant e zorn e-unan, e rê ur faveur dezàn, ha Judas a dleye beza bet confus ha touchet eus ar merq nevese a vadelez abeurs e Vestr; mes er c'hontrol, en em obstina a ra, hac an drouc-speret a guemer ur pouar antier ebars en e galon. Cetu aze ar pez a êru gant ar pec'her, peini oc'h

abuzi eus a vizericord an Otrou-Doue, a gresq e grimou dious ma receo faveuriou brassoc'h. *Ha Judas a lavaras dezàn : ar pez oc'h eus da ober, grit-àn hep differi.* It, Judas, ît, pec'herien; pa ne al netra trec'hi oc'h obstinacion; ît, cuntinuit oc'h infideliteou, oc'h injustiçou, ho rapinerezou, ho persecucionou, oc'h impureteou, oc'h impieteou, ho plasfêmou : hastit, rac an amzer a so bêr, ar maro a laqo hep dale fin d'o crimou, hac a gomançe ho suppliç eternel. Cetu aze petra a zinifi ar c'homzou terrubl eus hor Zalver, cetu aze petra a zinifi ar brosperite a beini e chouis ar bec'herien. Mes siouas ne gomprenont qet ar mister-se a reprobacion.

4. *Mes hini eus ar re a oa ous tol ne gomprenas evit petra en evoa Jesus lavaret qementse. Rac evel ma voa ar yalc'h etre daouarn Judas, darn a zònje penos Jesus en evoa lavaret dezàn : prenit ar pez a so necesser deomp evit ar gouël, pe roit un dra benac d'ar beorien.* Evelse e tleer trêy en mad ar pez a sel an nessa, pa ne ouzer qet e ve droug. *Judas eta o veza recevet an tam, a zortias qerqent; nos e oa.* It, traitour, sortiit a gompagnunez Jesus, peini a zishenorit;



sortiit a gompagnunez an Ebestel, gant pere n'oc'h eus muy a lod; ît da c'honit an arc'hant a so prometet deoc'h; ît d'en em laqat en penn enemiet Jesus. Mes goude ar pez a zellit evel ho profit, e vezot devoret gant ar remorzou, e coesfot en dizesper, hac ho pezo ur fin horrerus. Cetu petra a êru gant an hini a guitta Jesus hac an dud just, evit en em rêy d'ar bed, hac heuill compagnunez ar bec'herien.

O velet dre an exempl a Judas, penos ec'h allàn coeza ebars er brassa crimou, em eus recours deoc'h, ô va Doue, hac e c'houlennàn humblamant ho sicour. C'houi hepqen a hanav an ol gorrupcion eus va c'halon, c'houi hepqen a el remedia ous un droug qer bras. Ne baouezìn eta da gaout aon razòn va-unan, ne baouezìn da implori ho puissanç enep d'am zempladurez. *Amen.*

## CCLXXXVI. MEDITACION.

*Disput an Ebestel var ar superiorite.*
Luc. 22. 24-30.

1. « Sevel a eure ive en o zouez un disput » evit gouzout peini anezo a dleye beza esti» met ar brassa. « An Ebestel n'o devoa eus

a Rouantelez J.-C. nemet an ide eus ur Rouantelez tamporel. Ac'hane ar zantimanchou a ambicion hac a interest a bere e voant occupet. Mes peguement e vemp muyoc'h coupabl eguete, pa hanaveomp an natur eus a rën J.-C., ma selfemp ar c'henta plaçou evel objedou a ambicion, elec'h ma tleomp o sellet evel cargou pere a c'houlen vertuziou bras, hac a bere e vezo ret renta ur gont terrubl !

2. *Mes lavarat a eure dezo : Rouane an Nacionou o zrêt gant otorite, hac ar re o deus gallout varnezo a so hanvet o madoberourien.* Ar Rouane payen a gommand gant orgouill, ar sujedi a obois gant santimanchou izel ha disprizabl. Ar Relijion Gristen a zisq d'ar Rouane implija an otorite o deus digant Doue, evit e c'hloar ha bonheur o sujedi; a zisq d'ar bobl oboissa a galon, oc'h oboissa evel d'an Otrou-Doue memes, d'ar Rouane pere a zalc'h e blaç. *Ne dle qet ar memes tra éruout en ho touez; mes an hini a so ar brassa, bezit evel ar bianna; hac an hini a zalc'h ar renq qenta, bezit evel ar zervicher.* Unan a dle caout ar plac qenta ha beza ar brassa ebars en Ilis; mes J.-C. a verq e obligacionou evit instruccion ar superioret, ha



consolacion ar re a vezo soumetet d'o otorite. Rêy a reomp dre respet d'ar Chef visibl eus an Ilis an hanoyou a Bap, a Dad Santel, a Eurus, hac e velomp penos én ne guemer qen titr nemet an hini a Zervicher da Zervicherien an Otrou-Doue. *Rac peini eo ar brassa, pe an hini a so ous tol, pe an hini a zervich? Ha n'en eo qet an hini a so ous tol? Gouscoude me a zo en ho touez evel an hini a zervich.* Pebes exempl ! J.-C. en ro deomp evit m'ên imitfomp, ha ma vezimp hon-unan exempl d'a real. Penos en em acquittomp-ni eus an diou obligacion-se?

3. *Evidoc'h-u, c'houi a so bepret chomet ganén ebars em zentacionou.* Jesus a ancoua ol defotou e Ebestel, dre gonsideracion evit o c'honstanç o chom gantàn. O perseverança santel, bezit va fartach. *Abalamour da-ze e preparàn deoc'h va Rouantelez, evel ma zeo bet preparet dìn gant va Zad.* Ar memes Rouantelez : pebes faveur! Var ar memes condicionou : piou a el en em glêm? Ar rouantelez-se var an douar, eo an Ilis, ebars en ên, ar boneur eternel. *Evit ma têbrfot ha ma efot ous va zol, ebars em Rouantelez, hac azeet var droniou ma varnfot an daouzec*

*tribu a Israël.* Ebars en Ilis, an Ebestel hac o successoret a zèbr hac a ev ous an Oter; hac ebars en tribunal ar binijen e varnont an ol nacionou soumetet d'al Lezen gristen. En fin ar sieclòu e varnint ar bed gant J.-C. Ebars en ên e zint rassaziet eus an Divinite memes. Pebes guirioneou! Pebes grandeur! Pebes esperançou!

O va ene, bezomp occupet ol eus an traou divin-se. Labouromp, souffromp er bed-màn, en em vezuromp a J.-C. ebars er Zacramant, da c'hortoz beva anezàn ebars en ên epad an ol eternite. *Amen.*

## CCLXXXVII. MEDITACION.

*Antretien a Jesus gant e Ebestel epad ar goan.* Yan. 13. 31-38.

1. "PA oe sortiet Judas, Jesus a lavaras dezo: „ bremàn Mab an Den a so glorifiet, ha Doue „ a so glorifiet ennàn. „ Doctrin ha santelez Jesus, e viraclou qer bras hac en qer bras nombr, ar brofeciou accomplisset en e bersonach, cetu aze ar pez en eus etablisset e c'hloar; n'en eus nemet an impiete hac an obstinacion a ouffe refus en hanaout evit guir Vab Doue. *Ha Doue a so glorifiet ennàn.*



Abalamour an Otrou-Doue hepqen a alle rêy d'ar bed un hevelep Den, hac ober dre J.-C. ar pez en eus grèt. *Mar d'eo glorifiet Doue ennàn, Doue en glorifio ive enàn e-unan, hac hep dale en glorifio.* Doue a yê c'hoas da veza glorifiet dre Bassion ha Maro J.-C., hac a yê da c'hlorifia ive J.-C. dre ar miraclou a c'hoarvezas en amzer e varo ha goude; mes tleout a rê rêy dezàn ur gloar al ennàn e-unan ebars en ên, ebars en eternite, dre ur Resurreccion bront, un Asçancion glorius, ous en laqat de azea en tu deo dezàn. Pebes misteriou! *Va bugale guer, n'em eus muy nemet nebeut a amzer da veza ganeoc'h. Va c'hlasq a refot, hac ar pez em eus lavaret d'ar Judevien: ne allit qet dont el lec'h ma zàn; a lavaràn bremàn deoc'h oc'h-unan.* Dre ar c'homzou-se, *va c'hlasq a refot*, ec'h anonç J.-C. e zisparti dious e Ebestel dre ar maro; *el lec'h ma zàn* a sinifi ar gloar en peini e tleye antren. Ar gloar-se a so bet collet evit biqen gant ar Judevien amerediil; mes evit an Ebestel fidel n'en eo bet nemet differet. Petra eo hor feiz, hon esperanç, hor c'harantez evit un Doue Salver, peini a bropos deomp ar memes boneur evel d'an Ebestel!

2. *Me les ganeoc'h ur gourc'hemen neve, d'en em garout an eil eguile, m'en em garfot entrezoc'h, evel m'am eus ho caret. Dre ar merq-se e hanavezo an ol penos e zoc'h va Disqibien, mar oc'h eus carantez an eil evit eguile.* Ar gourc'hemen-màn qen ancien evel ar bed, a so neve, abalamour ma ze fondet bremàn var osorite J.-C., ma tle beza reglet var an exempl a Jesus, peini en eus caret e enemiet memes bete, mervel evite. Ar fêçon ma voe pratiqet ar Gourc'hemen-se gant an Ebestel hac ar Gristenien guenta, a voe evit ar bed ur spectacl neve. N'o devoa ol nemet ur memes calon hac ur memes ene, hac an ol vadou a oa en comun. En em exposi a rent d'ar c'hruella tourmanchou evit en em zoulaji an eil eguile, evit bizita ha mezur ar brizonerien, evit entêri ar re varò. En despet d'ar gorrupcion eus hon amzer, e qaver c'hoas Christenien pere a exerç ur guir garantez, hac e veler ebars en Ilis tud hep nombr eus an eil sex hac eguile, ous en em gonsacri da zoulajamant an nessa qen evit an ezomou corporel, qen evit an ezomou spirituel, hep gortos recompanç ebet abeurs an dud, hac avichou memes o renonç d'ar pez a bossedont o-unan.



3. *Simon-Pêr a lavaras dezàn : Otrou, pelec'h e zit-u?* Peguement a garantez, a zezir a'oa ebars er goulen-se! Peguement a aon da gol Jesus! Ha ni hon eus ar memes santimanchou? *Jesus a respontas dezàn : ne allit qet bremàn va heuill el lec'h ma zàn; mes va heuill a refot goude-ze.* O esperanç douç! un deiz a êruo, hà ne vezo qet pel, ma heuillin Jesus betec ebars en ên, mes dre hent ar binijen hac ar souffrançou; en em angaji a ràn ennàn a greis va c'halon. *Pêr a lavaras dezàn: perac ne allàn-me qet ho heuill bremàn! Rêy a ràn va buez evidoc'h.* Rezolucion jenerus, peini marteze he dije bet he effet, ma vije bet qestion eus ar pez a imajine Pêr; mes an dentacion ne voe qet ar pez a zònje, ha Pêr a voe trec'het. En em disfiomp ac'hanomp hon-unan, hàc imploromp hep-ces sicour an Otrou-Doue. *Jesus a respontas dezàn : rêy a refot ho puez evidòn; en guirione m'en lavar deoc'h, adalec an nos-màn memes, ne gano qet ar c'hoq, n'o pezo va nac'het teir guech.* O va Doue, petra e zomp-ni hep-d'oc'h.

O va Doue, ho pezit truez ouzìn! Tud just, goude ur vuez hir tremenet ebars er pratiqou eus ar zantelez, a so coezet, a so marvet ebars

er pec'het! Peguen redoutabl eo adversourien hor zilvidiguez, ar c'hig, ar bed, an droucsperet, ha petra eo hor sempladurez! O va Doue, n'em abandonit qet. *Amen.*

## CCLXXXVIII. MEDITACION.

*Qenta suit eus a antretien Jesus gant e Ebestel epad ar goan.* Yan. 14. 1-10.

1. « Ne vezit qet troublet ho calon! Credi » a rit en Doue, credit ive ennòn. « An hini en eus ur feiz ferm en Doue hac en J.-C., a gav ebars er feiz-se an assuranç ebars en ol circonstançou eus ar vuez, enep d'an ol scandalou eus ar bed, enep d'an ol dentacionou. *Beza a so calz a zemeurançou en ti va Zad. Ma ne vije qet, em bije lavaret deoc'h: e zàn eta da brepari deoc'h ar plaç.* O demeurançou celestiel prenet dre C'hoad J.-C., bezit an objet uniq eus va deziriou. *Ha goude ma vezìn êt hac em bezo preparet deoc'h ar plaç, e retornìn hac e tennìn ac'hanoc'h ganén, evit ma viot el lec'h ma vezìn va-unan.* Pebes carantez! pebes promessa! Mar bezàn en heur ar màro ar pez a fel d'an Otrou-Doue e ven, Jesus a deuyo d'am c'hemer,



hac am plaço ebars en ên, en pelec'h e chom e-unan. En fin ar bed, Jesus a retorno var an douar evit qemer an ol dud just ressuscitet, o c'hundui en triomph, hac ober dezo rèn eternelamant gantàn ebars en ên. O boneur inconcevabl! N'en eo qestion nemet d'en em brepari va-unan, ous en em ziangaji dious an traou crouet, ous en em renonç va-unan, ous en em zantifia dre ar binijen hac an œuvrou mad. E zàn d'en ober, ô va Doue, gant ar zicour eus ho craç.

2. *Gouzout a rit pelec'h e zàn, ha gouzout a rit an hent.* Jesus en devoa lavaret dezo alies penos e retorne da gaout e Dad; cetu pelec'h e zê. Lavaret en devoa alies dezo penos e vije livret ha crucifiet, e varvje hac e ressuscitje; hennes a oa an hent. Gouzout a reomp qementse ol evel an Ebestel; dezirout a reomp-ni an termen, qerzat a reomp-ni ebars en hent? *Thomas a lavaras dezàn: Otrou, ne ouzomp qet pelec'h e zit, ha penos ec'h ouffemp-ni gouzout an hent?* Evelse ebars en occasion ec'h ancouaomp qement hon eus clêvet. An ignoranç coupabl-se a vag hon diegui; a greva hor passionou, a gol ac'hanomp. Ar beden hac ar veditacion eo ar remed ous

an ignorançse hac he suitou maleurus. *Jesus a lavaras dezàn : me eo an hent, ar virione hac ar vuez. Den ne deu da gaout va Zad nemet dreizòn.* Jesus a so an hent dre e veritou, e Zacramanchou, e C'hourc'hemennou, e exemplou ; qerzat a reomp-ni dre an hent-se? Jesus a so ar virione ebars er brofeciou accomplisset ennàn, ebars en e Zoctrin, e bromessaou, e c'hourdrouzou, en e Ilis; credi a reomp-ni ar virione-se? Jesus a so ar vuez, buez en Doue, buez eternel ha necesser, buez ennomp dre e c'hraç, e speret hac e garantez, mar profitomp eus e vadelezou; pe ni a vev eus ar vuez-se, pe ni a so c'hoas ebars en maro ar pec'het? Ar vuez-se a gundufe ac'hanomp d'an Tad; ar pec'het a rafe deomp mervel eternelamant, ma ne ve reparet dre ar binijen.

3. *M'o pije va hanavezet, ho pije hanavezet va Zad ; mes en hanaout a refot hep dale, ha dija oc'h eus-àn guelet.* An Ebestel a hanavee Jesus evit Mab Doue. M'o devije hanaveet mad ar Mab adorabl-se, o devije ive hanaveet an Tad, abalamour an Tad hac ar Mab a so ar memes Doue. *Philip a lavaras dezàn : disqeuzit deomp ho Tad, ha qementse a so suffisant.* Poan vras hon eus o renonç



d'hoi sqianchou ha d'hon imajinacion. Falvezout a rafe deomp guelet ha compren; mes n'en eo qet amàn ar plaç da gompren. Credi var gomz an Otrou-Doue, cetu aze hon obligacion. En em zispanci da gredi, a so renonç J.-C. *Jesus a respontas dezàn : qèyt amzer so e zòn ganeoc'h, ha n'em hanavezit qet choas. Philip, an ini em guel, a vel ive va Zad. Penos eta e lavarit-u dìn : disqeuzit deomp ho Tad? Ne gredit-u qet penos e zòn ebars va Zad, ha penos va Zad a so ennòn? Ar pez a lavaràn deoc'h, n'en lavaràn qet ac'hanòn va-unan; mes va Zad peini a chom ennòn, a ra e-unan an œuvrou.* Jesus a so ar memes Doue gant e Dad; e Dad hac en a lavar ar memes tra, a ra ar memes œuvrou. Cetu aze ar pez en devoa lavaret qen-alies d'ar Judevien ha d'e Zisqibien; cetu aze ar pez hon eus disqet adalec hor bugaleach; cetu aze ar pez a gredomp a c'hinou. Mes peseurt oboissanç, peseurt carantez, peseurt confiançz a zisqeuzomp-ni d'an Otrou-Doue ha da J.-C., hor Zalver hac hor Barner?

O va Zalver, n'em eus qet ho hanaveet bete vremàn, pa zòn ordinal qer nebeut touchet eus ho comzou, oc'h accionou, ho misteriou,

ho madelezou. Roit sclêrijen din, pa zoc'h ar virione; santifiit ac'hanòn, pa zoc'h ar zourcen a vuez, evit ma qerzin dreizoc'h, pa zoc'h an hent, ha ma parvenin d'ar boneur oc'h eus preparet evidòn. *Amen.*

## CCLXXXIX. MEDITACION.

*Eil suit eus ar memes Antretien.* Yan. 14. 11-21.

1. „ Ne gredit-u qet penos e zòn ebars en „ Tad, ha penos an Tad a so ennòn, otramant, „ crédit abalamour d'am œuvrou. En guirione, „ en guirione, m'en lavar deoc'h: an hini „ a gred ennòn a ray an œuvrou a ràn, hac „ œuvrou brassoc'h, abalamour ma zàn da „ gaout va Zad. „ Divinite J.-C. a so prouvet dre e Zoctrin, dre e zantelez ha dre e viraclou. E Zisqibien, dre e vertu, o deus grêt ar memes miraclou ha miraclou c'hoas brassoc'h. Jesus n'en eus grêt miraclou nemet ebars er Palestin, e Zisqibien o deus grêt ebars er bed ol; J.-C. en eus ressuscitet ur maro a bêvar devez; certen Sent o deus ressuscitet tud varo abaoue calz a vloaveziou. J.-C. dre e Varo, e Resurrección, e Asçancion en eus acquisitet ar pouar souveren var an natur en antier.

Ar



Ar bed ol a so testr eus ar fêjou-se. Ma vije fos al leoriou pere a rapport ar fêjou-se, ar bed en devije o disprizet; mes pel dious se, ar bed a so en em rentet d'ar virione hanat, hac en eus tremenet deomp ar fêjou-se var bere n'en eus qet gallet beza tromplet, dre ma voant dreist-ordinal ha publiq.

2. *Qement a c'houlenfot ous va Zad em Hano, me er gray, evit ma vezo glorifiet an Tad ebars en Mab. Mar goulennit un dra benac em Hano, me er gray.* En Hano J.-C. ha dre e viritou e pedomp Doue an Tad; ha J.-C. a unan gant e Dad, a exoç ac'hanomp, pa c'houlennomp ar pez a so detead hac evel ma zeo dleet. Ar fin eus ar beden a dle beza gloar an Otrou-Doue ebars er Mab, hac hor santificacion.

3. *Mar qarit ac'hanòn, mirit va Gourc'hemennou, ha me a bedo va Zad, hac e royo deoc'hur c'honsolatour al evit chom ganeoc'h eternelamant, ar speret a virione, peini ne al qet beza recevet gant ar bed, abalamour ar bed n'er guel qet ha n'en hanav qet. Mes c'houi en hanavezo, abalamour ma chomo ganeoc'h ha ma vezo ennoc'h.* Carout Jesus hac observi e C'hourc'hemennou, cetu aze ar breparacion

necesser evit receo ar Speret-Santel. An Tad en ro deomp abalamour da veritou e Vab ha d'e beden. Ar Speret-Santel a so digacet deomp evit hor c'honsoli ebars en hor poaniou, en hon afflicionou, en hon tentacionou. Ar C'honsolatour-se a chomo bepret ganeomp, ma n'er chasseomp qet dre ar pec'het. Ar Speret-Santel a so bet roet d'an Ebestel ha d'o Heritourien evit hon instrui, ha d'an dud fidel evit suja d'o Doctrin. Ar bed ne vel qet ar Speret-Santel, ha ne apperceo netra dreist-humen ebars en Doctrin an Ilis. Ne hanav qet ar Speret-se a virione peini a c'houlen ar zoumission eus hor c'halon hac hor speret. Evidomp, heuill a reomp-ni ar Speret-se? Hac én a so ennomp, hac én a chom ennomp? Hor zoumission d'an Ilis hac hi a so sincer ha parfet? Hor feiz hac hi a so ferm ha tranqil?

4. *Ne lezìn qet ac'hanoc'h orfelinet, dont a rìn davidoc'h. C'hoas un nebeut amzer, hac ar bed ne velo muy ac'hanòn. Mès evidoc'h, c'houi em guelo, abalamour ma vezìn beo, ha c'houi a vezo ive. Ebars en deiz-se e hanavefot penos e zòn ebars emZad, ha c'houi ennòn, ha me ennoc'h.* Abars nebeutoc'h eguet peder heur varnuguent e tle



Jesus mervel, ha ne gomz d'e Ebestel nemet a gonsolacion; o antreteni a ra demeus e Resurreccion, evit o zouten hac o ancouraji. En em antretenomp eus ar memes sonjèzon ebars en hor poaniou, hac ispicial ebars en hor c'hlénvet diveza; lavaromp neuze: va Zalver a so beo, en guelet a rìn, abalamour ma vevàn eus e garantez. O bed maleurus, peini ne velo J.-C. en fin ar bed nemet evel ur Barner coleret, abalamour bete neuze e vezo opposet d'e vaximou, hac e persecuto e Zisqibien... En un devez, en un instant ar Speret-Santel a ras d'an Ebestel compren ar guirioneou eus ar Relijion, peguer grossier benac e voant bet diaguent. Deut, Speret-Santel, da sclêrât hor sperejou, da doma hor c'halonou, evit ma credimp, ma carimp ar misterìou, ha ma vezint ar sujet eus hor brassa joa.

5. *An hini a hanav va Gourc'hemennou hac o observ, hennez a gar ac'hanòn; hac an hini a gar ac'hanòn, a vezo caret gant va Zad, ha me en caro ive, hac en em disqeuzo dezàn.* Mar miromp Gourc'hemennou J.-C., en caromp; mar caromp J.-C., e zomp caret gant e Dad ha gantàn. J.-C. a royo deomp an anaoudeguez anezàn e-unan adalec

ar bed-màn, o c'hortos en em disqenz deomp faç-a-faç en heur hor maro, en deiz diveza eus ar bed, hac epad an eternite.

Ah! va Zalver, grit dìn ar c'hraç da labourat hep relach, evit obteni faveuriou qer bras; ne ouffet qet o estimout aoüalc'h, nac o frena ar pez a dalont; grit dìn o meritout en ur garout ac'hanoc'h, ha prouvi va c'harantez oc'h observi ho Courc'hemennou. *Amen.*

## CCXC. MEDITACION.

*Ftn eus ar memes antretien.* Yan. 14. 22-31.

1. « JUDAS, nonpas Iscariot, a lavaras dezàn : » penos en em disqeuzfot-u deomp, ha nonpas » d'ar bed? » S. Jud, evel an Ebestel al, a selle bepret rën ar Messi evel ur rën temporel, hac ebars en ide-se ne gomprene qet penos ne vije qet hanavezet J.-C. gant ar bed. *Jesus a respontas dezàn : mar car unan benac ac'hanòn, e viro va c'homzou ha va Zad en caro, hac e teuimp d'e gaout, hac e rimp hon demeuranç ennàn.* Cetu aze rën ar Messi, rën hanavezet gant e Zisqibien hepqen; beza caret gant Doue, beza unisset gant Doue, possedi Doue, beza an Templ beo



eus an Divinite. Pebes boneur, pebes gloar! Ha petra a so ret da ober? Carout J.-C. ha miret e Lezen. *An hini ne gar qet ac'hanòn, ne vir qet va c'homzou, hac ar c'homzou oc'h eus clévet, n'en int qet va c'homzou, mes re va Zad peini en eus va digacet.* Cetu aze crim ar bed : ne gar qet Jesus, ne observ qet e Lezen, abalamour ma zeo control d'ar passionou. Dre ne observ qet an Aviel, e tizobois da Zoue memes, ha ne al gortos nemet ur vallos hac ur supliç eternel.

2. *Lavaret em eus an traou-se qéyt a ma chomen ganeoc'h. Mes ar Chonsolatour, ar Speret-Santel peini a vezo digacet gant va Zad em hano, a zisqo deoc'h pep tra, hac a zigaço memor deoc'h eus a guement oc'h eus clévet ganén.* Cetu aze an daou Vestr en eus roet an Otrou-Doue deomp; J.-C. an eil Ferson eus an Drinded, hac ar Speret-Santel an drede. Ar Speret-Santel en eus disqet d'an Ebestel ar pez a dleyent da brezeg ha da scriva, d'ar Verzerien ar pez a dleyent da respont; a ra d'an Ilis hanaout al leoriou pere a gompren Doctrin J.-C., ha petra a sinifiont; én a gomz c'hoas interieuramant ous pepini ac'hanomp, ous hon distrêy dious an droug,

hac oc'h inspira deomp ar vad a dleomp da ober. En hano Jesus e tigaç an Tad ar Speret-Santel, abalamour ma zeo J.-C. en eus meritet deomp ar c'hraç d'en receo. Evelse an tri Ferson eus an Drindet en em unis evit hor zilvidiguez, hac hor santificacion a so o labour o zri. Ah! ne gollomp qet ar frouez eus a guement a vadoberou.

3. *Me a lèz ganeoc'h ar peoc'h, me a ro deoc'h ar peoc'h; ne roàn qet ar peoc'h evel ma ro ar bed. N'en em droublit qet a galon, n'o pezit qet aon.* Peoc'h ar bed eo ar jouissanç eus ar madou sansibl; peoc'h sujet da veza troublet hac aliez troublet dre guement a el lemel ar madou-se diganeomp; peoc'h exterior peini ne vir qet ar galon da veza tourmantet gant ar passionou hac ar remorzou a gonscianç; peoc'h bêr, pa ne al qet padout hirroc'h eguet ar vuez bresant; peoc'h danjerus ha muyoc'h deprorabl eguet ar rusta brezel. Peoc'h Jesus eo an hini hon eus gant Doue pa er zervichomp; gant an nessa pa er c'haromp; ganeomp honnunan pa vortifiomp hor passionou; peoc'h interior peini a garg an ene hac a gontant ar galon; peoc'h padus peini ne allomp da gol nemet dre hor fot, peini ne vezo qet lamet



diganeomp dre ar maro memes; peoc'h santel peini a so an tànva eus a beoc'h an eternite eurus. J.-C. hepqen a el rêy deomp ar peoc'h-se, en eus guir da lavarat deomp : n'en em droublit qet, n'o pezit qet aon. An Ebestel a gollas evit guir ar peoc'h-se; o c'halon a oe troublet, hac an aon o dispersas. Mes Jesus a bardonas dezo, a rentas dezo ar peoc'h, ha pelloc'h ne oe capabl netra d'en lemel digante. O Jesus, roit deomp ho peoc'h, ne c'houlennomp qet a hini al.

4. *Clévet oc'h eus petra em eus lavaret deoc'h : e zàn, hac e retornàn davidoc'h. Ma carfec'h ac'hanòn, en em rejouisfac'h eus ar pez em eus lavaret, abalamour ma zàn da gaout va Zad, abalamour va Zad a so brassoc'h eguedòn.* Jesus a yê da gaout e Dad dre ar suppliçou, ar Groas, ar maro. Mes ar gloar a beini e tleye jouissa ebars en êu, a so qet bras, ma felfe dezàn e selfe e vignonet e vàro evel ur sujet a joa, abalamour d'an termen eurus da beini e tleye er c'hundui. Evelse, ô va Zalver, pa c'halvit ac'hanòn da gaout lod er memes gloar, penos e tleàn-me sellet ar C'hroaziou, ar poaniou, ar c'hlénvejou, ar maro? Eveldoc'h e lavarin d'ar re

en em afflijo ous va guelet var ar poent da guittât ar bed-màn : *Ma carfac'h ac'hanòn, en em rejouisfac'h, abalamour ma zàn da gaout va Zad, abalamour va Zad a so brassoc'h eguedòn.* E zàn da gaout va Zalver peini en eus souffret muy eguedòn, a so marvet evidòn. Evelse e comze ar Verzerien ous o c'herent hac ho mignonet, pere en em dezole pa velent o zreina d'ar suppliç. Evelse e zeus guelet Christenien en guele ar màro o consoli o famill afflijet, hac en em rejouissa o-unan en creis an anqen, o velet e tostaè an amzer ma tleyènt antren en possession eus a c'hloar o Zad celestiel. Animomp hor feiz, hor c'harantez hac hon esperanç.

5. *Hac en lavarat a ràn deoc'h bremàn, qent ma êruo qementse, evit ma credfot pa vezo êru.* Guelet a reomp accomplisset an traou ar muya inconcevabl anoncet gant J.-C.; penos eta e refusfemp-ni credi e Relijion? *Nebarlantin muy nemeur ouzoc'h, rac Prinç ar bed-màn a deu, ha n'en eus pouar ebet varnòn.* Deut eta, Ministret Satan, deut: prest eo ho victim, ha Jesus a c'horto ac'hanoc'h; mes ous en livra d'o fulor, e trec'ho ac'hanoc'h, memes goude bza marvet dindan



ho tolioù. *Mes evit ma hanavèzo ar bed penos e caràn va Zad, hac e ràn ar pez en eus ordrenet va Zad din. Savit, sortiomp ac'han.* Justiç Doue he deus goulennet satisfaccion. An dud ne allent qet he ober; Doue en eus roet dezo e Vab, hac en eus ordrenet dezàn mervel evit hor prena. Ar Mab en eus acceptet ar màro evit hor zovetât, ha disqeuz d'e Dad e oboissanç hac e garantez. Cetu aze ar pez a dle àn dud da c'houzout, ar pez a dleer da anonç dezo, ar pez a dle ho zantifia, ar pez a c'houlen an ol hanaoudeguez vad a beini e zint capabl. Cetu aze ive ar pez a dleomp da imita : disqeuz d'an Otrou-Doue hor c'harantez, oc'h accomplissa qement a ordren deomp, peguen rigorius benac ma alfent beza. Fortun, reputacion, plijadur, buez memes, pèp tra a dle beza sacrifiet da volonte Doue. Lavaromp d'an ol faculteoù eus hon ene hac eus hor c'horf ar pez a lavarè Jesus d'e Zisqibien : *Savit, sortiomp ac'han.* Sortiomp eus ar plaç suspect-se, eus an occasion danjerus-se, eus al lachete, eus an diegui-se. Redomp el lec'h ma c'halv ac'hanomp an oboissanç dleet d'an Otrou-Doue.

Grit, ô va Mestr Souveren, ma vezo hanat

dre va dilijanç ha va ferveur, penos e caràn ac'hanoc'h; grit ma roìn an exempl vad, ha m'en em grevaìn va-unan dre eno ebars en ho servich. *Amen.*

## CCXCI. MEDITACION.

*Discours Jesus d'e Ebestel goude ar Goan.* Yan. 15. 1-8.

1. « Me eo ar guir vinien, ha va Zad eo ar » guinier. « Jesus eo ar vinien peini he deus produet ar guin excelant peini en eus santifiet ar bed, hac a greva ac'hanomp ebars en Sacramant an Oter. Jesus ebars en e humanite a so en em abandonet antieramant evit beza taillet gant dorn e Dad, evel ma ve taillet ur vinien.

2. *Pep brànq peini à so ennòn hep douguen frouez, a droc'ho; ha pep branq peini a zoug frouez, a daillo evit ma tougo muy a frouez,* Ma ne zougomp qet a frouez, da lavaret eo, ma n'en em acquittomp qet eus hon obligacionou, Doue an Tad a separo ac'hanomp dious e Vab, o permeti e coesfemp ebars en herezi, er schism, ebars en impiete, ebars er galeder, pe o lemel diganeomp ur vuez a beini ec'h abuzomp. Judas a so amàn un exempl terrubl;



peguement a real ne veler qet c'hoas bemde! Doue a daill ar branqou a zoug frouez dre ar c'hroasiou, an affliccionou, ar persecucionou; en ober a ra c'hoas dre e gomzou. Lavaret a rê d'e Ebestel : *Evidoc'h, c'houi a so dija pur, abalamour d'ar c'homzou em eus lavaret deoc'h.* Ma veditfemp erfat comzou Doue, en em gorichfemp eus hon defotou, hac ec'h avançfemp ebars er vertuziou.

3. *Chomit ennòn ha me a chomo ennoc'h. Evel branq ar vinien ne al qet douguen frouez anezàn e-unan, ma ne chom qet stàg ous ar c'hef, evelse ne allit qet douguen, ma ne chomit unisset ganén.* Piou benac en eus collet ar feiz, pe memes ar c'hraç santifiant, ne chom muy en J.-C., ha ne al muy ober netra a guement a veritfe an ên. *Me eo qef ar vinien, ha c'houi ar branqou. An hini a chom ennòn ha me ennàn, a zoug calz a frouez, rac hepdòn ne allit ober netra.* Hep ar c'hraç a Jesus ne allomp netra; mes mar chomomp ennàn dre ar feiz, ar garantez hac ar beden, e chomo ive ennomp hac e ray deomp douguen ar memes frouez evel o deus douguet ar Zent.

4. *An hini ne chom qet ennòn, a vezo tolet ermès evel ur branq inutil, a zec'ho, a vezo*

*destumet ha tolet en tân, hac e têvo.* Examinomp evfat ar c'homzou-se; guelomp dre beseurt degreou e tisqenner, ha ni n'on eus qet dija un troad ebars en abim? 1. *A vezo tolet ermès.* N'en omp-ni qet coezet dindan sansuriou an Ilis? N'on eus-ni qet manqet pe abandonet, da viana a speret, ar stad da beini e voamp bet galvet gant Doue? N'en em zeparomp-ni qet hon-unan dious ar Sacramanchou, dious compagnunez ar guir Gristenien, evit heuill tud pere ne garont nac an devocion, nac an Ilis? 2. *A zec'ho.* Petra eo an didevocion-se, an insansibilite, an dissipacion-se en pere e vevit? 3. *A vezo destumet.* Cetu aze ar maro, ous peini ne achap den, ha peini a bresant pepini d'an Otrou-Doue evit beza barnet. 4. *Tolet e vezo en tân hac e têvo.* Cetu aze e stad evit an eternite. Guirioneou terrubl, guirioneou accablant!

5. *Mar chomit ennón, ha mar chom va c'homzou ennoc'h, e c'houlenfot ar pez a blijo ganeoc'h, hac e vezo accordet deoc'h. Gloar va Zad eo ma tougfac'h calz a frouez hac e teufac'h da veza va guir Disqibien.* An hini eta a chom unisset gant J.-C., a obteno ar pez a c'houlenno, pe avantachou al brassoc'h;



a henoro an Otrou-Doue betec ebars en e accionou distera dirac daoulagad an dud; a gresq bemdez an tenzor eus e veritou dre an imitacion a J.-C., a beini e zeo ar guir Disqib. Erfin da betra e cunduo ur vuez qer zantel, qen abondant en vertuziou? Da rèn gant J.-C. ebars en ên, evel m'en assur deomp e-unan: el lec'h ma vezìn, eno e vezo ive va zervicher. Guirioneou meurbet capabl d'or c'honsoli, d'on ancouraji.

Pa gonsideràn, ô va Zalver, buez ar re en em zepar diouzoc'h, ha buez ar re a chom unisset ganeoc'h; pa gomparajàn boneur ar re-màn epad an eternite gant maleur ar real, e zòn estonet e zeo qer bras an nombr eus ar re a choaz qer fal. Mes penos em eus grêt ar memes manq me va-unan! Retorn à ràn ouzoc'h, ô Jesus! en em unissa a ràn ganeoc'h, grit ma vezo evit biqen. *Amen.*

## CCXCII. MEDITACION.

*Qenta sult eus ar memes Discours.*

Yan. 115. 9-17.

1. « EVEL m'en eus caret va Zad ac'hanòn, » em eus ive ho caret. Chomit ebars em c'ha-

» rantez. Mar mirit va Gourc'hemennou, e » chomfot ebars em c'harantez, evel m'am » eus-me miret gourc'hemennou va Zad, hac » e chomàn en e garantez. « Doue an Tad en eus evit ar Mab ur garantez infinit; ar memes carantez en eus Doue ar Mab evidomp. Ha ni a el refus carout J.-C., chom en carantez J.-C., prouvi hor c'harantez evit J.-C. dre ar pratiq eus e C'hourc'hemennou? O carantez Doue! ô ingrateri an dud! *Lavaret em eus an traou-se deoc'h, evit ma chomo va joa ennoc'h, ha ma vezo ho choa leun ha parfet.* Joa Jesus a so ebars en ene fidel, abalamour an ene-se n'he deus qen joa nemet en Jesus, hac abalamour Jesus en em blich ebars en ene-se. Joa an ene-se a so leun adalec ar bed-màn, abalamour n'en eo troublet gant netra, abalamour ma zeo antretenet ha cresqet memes gant pep tra, qen dre ar pez a zeller evel mad, qen memes dre ar pez a zeller evel droug ebars er bed. Mes petra ne vezo qet joa an ene fidel ebars en ên gant J.-C. en Doue!... Pebes boneur eo beza Christen, hanaoùt guirioneou qer touchant, beza en carantez Jesus, en carantez Doue!

2. *Hemàn eo va Gourc'hemen, m'en em*



*garfot an eil eguile, evel m'am eus ho caret.* Carantez Doue a dremen dre J.-C. en pepini ac'hanomp; evelse a bepini ac'hanomp e tle tremen en hor breudeur, hac a bepini hor breudeur e tle retorn deomp, evit ober ennomp ol ar memes carantez en Doue dre J.-C. N'eo qet souez eta e banv J.-C. e C'hourc'hemen ar garantez-se peini en eus formet hac a beini e zeo ar c'henta hac an excelanta exempl. *Den ne al caout ur brassoc'h carantez eguet o réy e vuez evit e vignonet.* Cetu aze petra en eus grêt J.-C., hac e exempl a so bet hac a so c'hoas heuillet gant un nombr bras eus e Zisqibien. *Beza e viot va mignonet, mar grit ar pez a ordrenàn deoc'h,* da lavaret eo, mar en em garit an eil eguile, evel m'am eus caret ac'hanoc'h. En examinomp var ur matier qen important.

3. *Ne hanvìn muy ac'hanoc'h servicherien, abalamour ar zervicher ne oar qet petra a ra e vestr; mes hanvet em eus ac'hanoc'h va mignonet, abalamour m'am eus grêt deoc'h hanaout qement am eus clévet gant va Zad.* D'an Ilis Christen e zeo bet revelet ar secrejou eus an natur divin, ol desseniou an Otrou-Doue evit an amzer hac evit an eternite, ar pez

en eus grêt evit ar re vad hac evit ar re vechant, an ol viateriou eus ar Mab hac ar Speret-Santel. Jesus eta en eus trêtet ac'hanomp evel e vignonet, mes ma ne brofitomp qet eus e vadelezou, ous en em instrui var ar guirioneou a fel dezàn e hanavefemp, o pratiqa ar pez a fel dezàn a bratiqfemp, peguer coupabl n'en ompni qet, da beseurt punicionou ne expos qet ac'hanomp un hevelep disprizanç!

4. *N'en eo qet c'houi oc'h eus va choaset; mes me em eus ho choaset hac etablisset, evit ma zeot ha ma tougfot frouez, ha ma chomo ho frouez, ha ma royo va Zad deoc'h qement a c'houlenfot em hano.* J.-C. en eus choaset e Ebestel; ol, sepet Judas, e zint êt, o deus douguet frouez; fondet o deus an Ilis peini a chom bepret; qement o deus goulennet en hano Jesus, o deus obtenet, memes ar miraclou brassa. Goude an Ebestel e zeus bet choaset real, evit cuntinui ar memes labour, ha jouissa eus ar memes avantajou. Pepini ac'hanomp a so bet choaset evit ur stad particulier, evit douguen frouez a zilvidiguez : penos hon eus respontet ous hor vocacion? En em examinomp, en em humiliomp, goulennomp ar c'hraç, ha reparomp dre hon ardeur ar pez hon eus



eus collet dre hon lachete, matteze ar frouez a bec'het hac a scandal hon eus douguet.

*Ar gourc'hemen a ràn deoc'h, eo m'en em garfot an eil eguile.* Disqeuz a rit deomp, ô va Zalver, ur rêzon neve da observi ar gourc'hemen-màn, ebars er choaz oc'h eus grêt ac'hanomp evit hanaout ar memes guirioneou, qber profession eus ar memes feiz dindan ar memes chef. Grit eta ma chomo ho carantez ennòn ha ma chomìn en ho carantez. Accordit dìn ar zicour eus ho craç, evit dre va œuvrou mad, ma rentìn va vocacion assuret, ferm, eternel. Ebestel Santel, roit nerz d'am feden, dre oc'h intercession galloudus. *Amen.*

## CCXCIII. MEDITACION.

*Eil suit eus ar memes Discours.*
Yan. 15. 18-27.

1. « MAR cassa ar bed ac'hanoc'h, gouezit » penos en eus cassêt ac'hanòn aroc deoc'h. » Pa zisprizo ar bed ac'hanòn, e zìn d'en em gonsòli ous treid va Zalver. En em rejouissa a zìn memes o veza en un dra benac hànval ous va Mestr divin. *Ma vijac'h eus ar bed, ar bed a garfe ar pez a so dezàn; mes aba-*

*lamour n'en oc'h qet eus ar bed, ha m'am eus ho choazet ha separet dious ar bed, abalamour da-zeze ar bed agassa ac'hanoc'h.* M'en em divertisfac'h evel ar bed, ma qemerfac'h liberteou criminel evel ar bed, ma troug-prezegfac'h evel ar bed, ma vije ho langach dishonest hac impi evel hini ar bed, ar bed ne squisfe qet ous ho meuli. Mes abalamour J.-C. en eus choazet ac'hanoc'h dre e c'hraç, en eus ho separet dious ar bed; abalamour en lec'h en em gaout ebars en assambleou ar bed e veler ac'hanoc'h ebars en Ilisou, o selaou pe o lenn comzou Doue, o côvessât hac o comunia; abalamour, pa renqit parissa ebars er bed, e parissit gant ur vodesti hac ur baciantet pere a jen al libertinet memes, hac a oblich anézo da devel; cetu aze perac ar bed en eus çassoni ouzoc'h; mes en em rejouissit, qementse a brouv penos ec'h apparchantit ous J.-C., hac e zoc'h caret gantàn. *Ho pezit memor eus ar gomz am eus lavaret deoc'h: ar zervicher n'en eo qet brassoc'h eguet ar mestr. Mar o deus persecutet ac'hanòn, e persecutint ac'hanoc'h ive; mar o deus miret va c'homzou, e virint ive ho re.* An Ebestel en em estimas eurus da veza trêtet evel o



Mestr. Ar memes tra a dleomp da estimout ha da zezirout.

2. *Mes goaldreti a rint ac'hanoc'h, abalamour d'am Hano, dre ne hanavezont qet an hini en eus va digacet. Ma ne vijen qet deut, ha ma n'en bije qet comzet, n'o devije qet a bec'het; mes bremàn n'o deus escuz ebet ebars en o fec'het. An hini a gassa ac'hanon, a gassa ive va Zad. Ma n'em bije qet grêt en o zouez œuvrou evel n'en eus grêt den al ebet, n'o devije qet a bec'het; mes bremàn o deus o guelet, hac o deus cassoni hac ouzìn hac ous va Zad. Mes evel en em accompliç ar pez so scrivet ebars en o Lezen: bet o deus cassoni ouzìn hep sujet.* Ar bed en eus cassoni ous an dud pere a zifen pe a heuill Lezen J.-C.; abalamour ar bed ne hanav qet an Otrou-Doue, ne hanav qet mission J.-C., ne hanav qet mission an Ebestel hac o Successoret; abalamour ar bed a vev hep Doue, hep Relijion, en eus memes cassoni ous Doue hac e Relijion. Mes peseurt escuz en eus ar bed ebars en e ignoranç hac en e gassoni, goude ma zeo bet prouvet en ur fêçon qer patant an divinite eus a Relijion J.-C. hac ar virione eus e Ilis; ar Judevien a oa nebeutoc'h

coupabl eguet ne oar bremàn; hac a oa gouscoude diescusabl, abalamour d'ar miraclou en devoa grêt J.-C. en o zoues. Ar Salm a beini e rapport J.-C. ar c'homzou, a gompren ar mallozou prénoncet enep d'an adversourien-se d'an Otrou-Doue ha d'an dud, hac histor ar bed a zisqeuz e zint accomplisset.

3. *Mes ar C'hónsolatour, ar Speret-se a virione peini a so produet gant va Zad, peini a zigaçin deoc'h abers va Zad, pa vezo deut, a rento testeni ac'hanòn, ha c'houi a rento ive, abalamour ma zoc'h ganén adalec ar c'homançamant.* Ar Speret-Santel a rentas testeni da J.-C. o tisqen var an Ebestel en form a deodou tân. Evelse e formas an Ilis, peini a gundu a c'houdevez en ur fêçon invisibl. An Ebestel, adalec an deiz qenta m'o devoa recevet ar Speret-Santel, en em disqeuzas en publiq, a brezegas J.-C. da ur foul inombrabl a dud a bep seurt nacionou, a gomzas a bep seurt langach, a gonvertissas, a vadezas dre villierou o oditoret; renta a rejont o zesteni dirac an tribunaliou, er zouten a rejont var ar chafotou, en sina a rejont gant o goad; un nombr infinit en o goude a zellas evel ar brassa boneur mervel



evit an Hano a J.-C. An Ilis Catholiq, a beini hepqen ar Bastoret a so Heritourien d'an Ebestel, he deus ebars en ol sicclou rentet ar memes testeni da J.-C.

C'houi hepqen, ô Speret a virione, a el accordi evelse an ol sicclou, renta an Ilis victorius var ar gassoni hac ar fulor eus he enemiet. O Relijion zantel, o hanaout a ràn, ho carout hac ho pratiqa a fel dìn, evit ma parvenìn d'ar boneur eternel peini a brometit. *Amen.*

## CCXCIV. MEDITACION.

*Trede suit eus ar memes Discours.*
Yan. 16. 1-11.

1. « LAVARET em eus an traou-se deoc'h » evit ne viot qet scandalizet. Chasseal a rint » ac'hanoc'h eus ar Sinagogou; dont a ra an » amzes en peini piou benac a laqo ac'hanoc'h » d'ar maro, a gredo eber ur sacrifiç d'an » Otrou-Doue; ho trêti a rint evelse, abala» mour ne hanevezont na va Zad na me. » En em appliqomp da hanaout an Otrou-Doue, da hanaout J.-C. hac ar mission en eus roet d'e Ilis, ha ne vezimp scandalizet a netra. *Mes me a lavar an traou-ze deoc'h, evit pa*

*vezo êru an amzer, m'o pezo sonch penos em eus-e lavaret deoc'h.* Ar souffrançou anoncet evelse, pa êruont, a so ur breuven demeus ar feiz, hac un arhès demeus ar recompançou prometet. *N'em eus qet lavaret an traou-se deoc'h adalec ar c'homançamant, abalamour ma voan ganeoc'h; bremàn e zàn da gaout an hini en eus va digacet.* J.-C. n'en eus dizoloet, da viana en ur fêçon special, d'e Ebestel, ar pez a dleyent da souffr, nemet pa oa necesser ha pa oa tost an amzer. Gant ar memes madelez hac ar memes furnez e trêt c'hoas ac'hanomp; ne zisqeuz deomp ar c'hroasiou ponner nemet pa ve êru an amzer ma renqomp o douguen.

2. *Hini ac'hanoc'h ne c'houlen diganén, pelec'h e zit-u? Mes abalamour m'am eus lavaret an traou-se deoc'h, ho calon a so leun a dristidiguez.* Evel pa lavarje dezo : guelet a ràn gant satisfaccion penos ne c'houlennit muy diganén pelec'h e zàn; mes perac en em afflijit-u eus va disparti, pa ouzoc'h e zàn da gaout va Zad? Qement-màn a so ur rebech a deneridiguez, rac glac'har an Ebestel a oa meurbet pardonabl. *Mes me lavar deoc'h ar virione : avantajus eo evidoc'h e partifen.* J.-C. o quittât e Ebestel a oblije anezo da



renonç d'an affeccion naturel o devoa evitàn, abalamour d'e bresanç sansibl. Ouspen da-ze, ma vije chomet bepret J.-C. gante, n'o devijé bet qazi netra da ober; el lec'h p'en em veljont o-unan, e rejont burzudou a gourach, a zêl hac a baciantet. Doue a lam avichou diganeomp ur zouten sansibl peini a gredemp necesser; mes lêzomp-àn da zisposi pep tra, guëll e oar eguedomp petra a so util. *Rac ma ne bartiàn qet, ne deuyo qet ar C'honsolatour; mes pa vezìn partiet, me en digaço deoc'h.* Ar c'homzou-se a zizolo deomp an urz admirabl eus a gonseillou an Otrou-Doue. An Tad en eus digacet ar Mab evit hor prena : ar Mab goude beza marvet evidomp, a so ressuscitet, pignet en êñ hac azeet en tu deo d'e Dad. Ac'hanc a-unan gant an Tad, en eus digacet ar Speret-Santel evit hon instrui, hor zantifia, hon ancouraji. O maleurus ar re n'en int qet touchet eus a virioneou qer bras, hac a gol ar frouez anezo!

3. *Hapa vezo deut, e confonto ar bed var sujet ar pec'het, ar justiç hac ar jujamant. Var sujèt ar pec'het, abalamour n'o deus qet credet ennón.* Deiz ar Pantecost memes, Pêr a bersuadas ar Judevien eus ar c'hrim o devoa grêt o crucifia J.-C.; qement e voent

touchet, ma recevas tri mil anezo ar vadiziant hac ar Speret-Santel. Ur vech al, S. Pêr a gonvertissas pemp mil; hac abaoue neuze bete vremàn, crim ar Judevien ha qement a refus credi en J.-C., a so prouvet en ur fêçon qer patant, ne allont respont netra a rêzonabl. *Var ar justiç, abalamour ma zàn da gaout va Zad, ha n'em guelfot muy.* Ma n'en eo qet J.-C. guir Vab Doue, dre beseurt puissanç o deus e Zisqibien grêt qement a viraclou ha convertisset an Nacionou? Ar bed impi ne al repliqa netra; ar bed christen a sel J.-C. evel ar Just dre excelanç hac ar zourcen a bep justiç. *Erfin, var ar Jujamant, abalamour Prinç ar bed-màn a so jujet dija.* Disqibien Jesus a chasseas an drouc-speret eus ar bed ol, e oraclou a oe mud, e demplou a oe distrujet. Cetu aze ar pez a anonce J.-C. d'e Ebestel nebeut a heuriou qent e varo; cetu aze ar pez a velomp accomplisset.

Da biou e roìn-me bremàn va c'halon? Pe d'an drouc-speret ha d'ar bed, pe da J.-C., peini en eus trec'het an drouc-speret hac ar bed? Deoc'h, ô va Liberator divin, en roàn evit ar vuez hac ar maro, evit an amzer hac an eternite. *Amen.*



## CCXCV. MEDITACION.

*Pévare suit eus ar memes Discours.*
Yan. 16. 19-28.

1. „ C'HOAS em eus calz a draou da lavarat deoc'h; mes ne allit qet o zouten bremàn. „ Pa vezo deut ar speret a virionez, e tisqo „ deoc'h pep guirione, rac ne gomzo qet anezàn „ e-unan, mes lavarat a ray qement en devezo „ clêvet, hac ec'h anonço an traou da zont. „ Ar Speret-Santel a zisq d'an Ebestel pep guirione, abalamour ma zeo Doue; disqi a ra ar pez a glêo gant real, abalamour ne màn qet e-unan ebars en natur divin, ha ma zeo an drede Person en Doue, evel ar Mab a so an eil, hac an Tad ar c'henta. Ar re a zisq deomp ar guirioneou christen, o receo digant an Ilis, an Ilis o receo digant an Ebestel hac ar Speret-Santel, an Ebestel o deus o recevet digant ar Speret-Santel ha digant Mab Doue, ar Speret-Santel ha Mab Doue o deus-e recevet digant an Tad, gant peini e zint ar memes Doue hepqen. Cetu aze an Divinite eus ar Relijion. An hini a gomz ermès ac'hane, a renonç d'an Tad, da J.-C., d'ar Speret-Santel,

evit heuill ar speret a c'hevier; hac an hini er zelaou, a goez ebars er memes abim gantàn, hac er memes daonacion.

2. *Én a c'hlorifio ac'hanòn, abalamour ma recevo eus ar pez a so din hac en anonço deoc'h. Qement en eus va Zad a so din, abalamour da-ze em eus lavaret deoc'h penos e recevo eus ar pez a so din hac en anonço deoc'h.* Ar Speret-Santel en eus glorifiet J.-C. o reveli d'an Ebestel ha deomp dreize, penos an den-se maro var ur Groas, a so a bep eternite en Doue, ha Doue e-unan. Mes pa ne gomz qet ar Speret-Santel anezàn e-unan, gant piou en eus disqet, digant piou en eus recevet ar guirioneou divin en eus anoncet? Digant J.-C. memes en qement ha Doue. Ha penos en eus-e recevet digant J.-C. nemet abalamour ma receo digantàn an Divinite, evel ar Mab a receo an Divinite digant an Tad? J.-C. a lavar amàn penos ar Speret-Santel a so produet gant an Tad hac ar Mab. Dija en devoa lavaret e zeo produet ar Speret-Santel gant an Tad, diaroc en devoa roet da entent e zeo ive produet gantàn én ar Mab. An Tad eta n'en eus princip ebet, hac a so ar princip eus ar Mab hac ar Speret.



Santel; ar Mab a so anjandret gant an Tad, ha qement a so d'an Tad, sepet beza Tad, a so d'ar Mab; ar Mab a so ive princip d'ar Speret-Santel; ar Speret-Santel a so produet gant an Tad hac ar Mab evel gant ar memes princip; ar Speret-Santel n'en eo princip a bersonach al ebet. En em brosternomp, en em abimomp gant ar respet en presanç an Drindet adorabl. Mes petra eo ar vadelez divin da veza revelet deomp misteriou qen huel! Petra eo trugare an Otrou-Doue da ober deomp antren en participacion eus e vadou infinit! Evit-se en eus an Tad digacet ar Mab, hac ar Mab en eus hor prenet; evit-se ar Speret-Santel, digacet gant an Tad, hac ar Mab en eus hor santifiet. O tud, ma sonchfac'h er pez en eus grêt an Otrou-Doue evidoc'h ha da betra e testin ac'hanoc'h, peguement e tisprisfac'h an douar, gant peseurt paciantet ec'h heuillfac'h ebars en hent ar boan Mab Doue ho Salver!

3. *C'hoas un nebeut amzer, ha n'em guelfot muy, ha c'hoas un nebeut amzer, hac em guelfot, abalamour ma zàn da gaout va Zad.* An nebeut amzer goude peini nè veljent muy Jesus, ne oa nemet un nebeut a heuriou, rac en deiz-se memes e tleye mervel ha beza

entêret. An amzer goude peini e tleyent en adgueiet ne oa qet nemeur hirroc'h, pa en adgueljont ar sul. Daou-uguent devez goude e Resurreccion e retorne da gaout e Dad. *Varse darn eus e Zisqibien a lavaras an eil d'eguile : petra a sinifi ar pez a lavar deomp, c'hoas un nebeut amzer ha n'em guelfot muy, ha c'hoas un nebeut amzer, hac em guelfot, abalamour ma zàn da gaout va Zad? Lavarat a rent eta : petra a sinifi an nebeut-se a amzer? Ne ouzomp qet petra a lavar. Mes Jesus a hanavezas penos e felle dezo en intéroji, hac e lavaras dezo : goulen a rit an eil digant eguile petra a sinifi ar pez em eus lavaret : un nebeut amzer, ha n'em guelfot muy, ha c'hoas un nebeut amzer, hac em guelfot. En guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h : c'houi a oëlo hac a huanado, hac ar bed en em rejouisso. C'houi a vezo ebars en dristidiguez, ho tristidiguez en em chencho en joa. Pa ve ur vreg o c'henel, e ve ebars er boan, abalamour ma zeo deut he heur. Mes goude m'he deus ganet ur buguel, n'he deus muy a zonch eus he foan, abalamour d'ar joa da veza laqet un den er bed. C'houi ive a so bremàn ebars en dristidiguez; mes ho quelet*



*a rìn a neve, hac ho calon en em rejouisso, ha den ne lamo ho choa diganeoc'h.*

4. Jesus ne zisqas qet d'an Ebestel ar pez a zezirent var an nebeut amzer a beini e comze. Mes ober a ra dezo un instruccion peini a sel an ol Gristenien, a gompren an amzer hac an eternite. Epad hor buez en antier e zomp ebars er boan evel ur vreg pa ve o c'henel; mes mar gortozomp gant paciantet ar moment eus hon delivranç, hor bezo evel ganet hon ene evit an êu, hac hor c'horf evit ar resurreccion glorius, hac hor bezo proculet deomp hon-unan, nonpas ur joa a nebeut amzer, ur joa troublet, ur joa criminel evel joa ar bed, mes ur joa bur, divin hac eternel. An Ebestel, ar Zent, un nombr bras eus hor c'herent, hor mignonet, eus an dud hon eus hanavezet a jouis eus ar joa-se peini ne el den da lemel digante, ha ni petra a reomp-ni?

Ah! souffromp, huanadomp, deziromp, labouromp, marvomp, hac e chouissimp ive. Hadomp ebars en daërou hac e vedimp, e testumimp, ebars er joa. *Amen.*

*

## CCXCVI. MEDITACION.

*Fin eus ar memes Discours.* Yan. 16. 23-33.

1. « AN deiz-se ne c'houlenfot muy netra : » Ne vezìn muy ganeoc'h en ur fêçon sansibl, ne alfot muy ober qestionou, ha goulen graçou particulier. Mes *en guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h : mar goulennit un dra benac em hano digant va Zad, en accordo deoc'h. Bete vremàn n'oc'h eus goulennet netra em Hano; goulennit hac e recevot, evit ma vezo leun ho choa.* Ar bromessa a ra amàn J.-C. à sel an ol Gristenien adoptet en J.-C. evel bugale da Zoue; J.-C. ne al qet manqout d'e bromessa. Ma ne obtenomp qet eta ar pez a c'houlennomp, eo abalamour ne c'houlennomp qet ar pez a so avantajus evit hor zilvidiguez, pe ne c'houlennomp qet en stad vad, pe ne c'houlennomp qet erfat.

2. *Lavaret em eus qemént-màn deoc'h en parabolennou : e za da zont an amzer en peini ne gomzìn muy ouzoc'h en parabolennou, mes comz a'rìn ouzoc'h eus va Zad en ur fêçon sclér.* Jesus en eus comzet ous e Ebestel dious o c'hapacite ha dious an amzer,



en termeniou goloet epad e vuez, hac en termeniou sclêr goude e Resurreccion. Ar beden grêt mad a zizolo deomp secrejou an Otrou-Doue, a brocur deomp e gonsolacionou. *En amzer-se e c'houlenfot em Hano.* En Hano Jesus hepqen ec'h al an dud beza salvet. Ar Zent, Rouanez ar Zent memes, n'en int netra nemet dre J.-C.; pa o fedomp eta, ne reomp qet a injur da J.-C., peini hepqen a so Mediator dre e veritou e-unan. Meritou J.-C. o veza infinit, e zeo ur Mediator ol-c'halloudus. Goulennomp eta dre e Hano hep aon, hep reservacion. *Ne lavaràn qet deoc'h e pedfen va Zad evidoc'h, rac va Zad a gar ac'hanoc'h, abalamour m'oc'h eus va c'haret, ha m'oc'h eus credet penos e zòn sortiet a Zoue.* Nan, ô Jesus, n'oc'h eus qet ezom da lavarat deomp e pedfot evidomp; gouzout a reomp penos ne ancouafot qet ac'hanomp ebars er gloar. Evit beza caret gant ho Tad, ma ne fot nemet ho carout ha credi ennoc'h, ô va Zalver, ho carout a ràn, credi a ràn ennoc'h. Esperi a ràn eta beza caret gant ho Tad. O carantez preferabl da bep carantez, preferabl d'ar bed, d'e ol vadou, d'ar vuéz memes!

3. *Sortiet òn digant va Zad, hac e zòn deut ebars er bed; bremàn e quittaàn ar bed, hac e retornàn da gaout va Zad.* Hemàn eo an artiel fondamantal eus ar Relijion, dre beini e credomp penos J.-C, Mab Mari, n'en eo qet un den simplamant deut er bed evel an dud al; penos qent beza den e voa Doue evel e Dad, penos hep quittât e Dad e zeo sortiet digant e Dad evit en em ober den; penos goude beza accomplisset bolonte e Dad var an douar, e zeo retornet da gaout e Dad, peini n'en evoa qet quittêt, hac en eus placet e humanite sacr ebars en huella degre a c'hloar en tu deo d'e Dad. Ebars en tentacionou enep d'ar feiz, retornomp d'an artiel-màn : J.-C. en eus lavaret an dra-se, ha J.-C. a so Doue : Ilis J.-C. en disq din, ha J.-C. a so Doue.

4. *E Zisqibien a lavaras dezàn : bremàn e comzit sclér, ha ne gomzit muy en parabolennou. Guelet a reomp bremàn penos ec'h ouzoc'h pep tra, ha n'en eo qet necesser ec'h intérochfe den ac'hanoc'h; abalamour daze e credomp e zoc'h sortiet a Zoue.* An Ebestel a grede dija beza ebars en amzer ma comze J.-C. oute hep parabolen. Peguen pel e voant gouscoude dious ar sclêrijennou a dleyent



dleyent da gaout un deiz... Pa gredomp e zomp instruet aoüalc'h, an ide-se memes a brouv penos e zomp nebeut avancet ebars er feiz. *Jesus a respontas dezo : bremàn e credit : an amzer a ya da zont, ha deut eo dija, en peini e viot disperset pepini en e du, hac em lesfot va-unan; mes n'en òn qet va-unan, rac va Zad a so ganén.* Gouzout a reomp penos en em accomplissas ar bredicion-màn. Er memes amzer ma rê an Ebestel profession da gredi, ha mac'h approuve J.-C. o feiz, e touchent a guer tost ous ar moment da zezerti, mac'h allet lavarat penos e voa êrus. Ah! peguen sempl omp ha peguen inconstant! Ne anconaomp qet ar pez a lavar hor Zalver : *N'en òn qet va-unan, rac va Zad a so ganén.* Qementse a zouteno ac'hanomp ebars en tentacionou, hac a gonsolo ac'hanomp pa vezimp abandonet gant an dud.

5. *Lavaret em eus qement-màn deoc'h, evit ma cafot ar peoc'h ennòn.* Ia, Disqibien lach hac aonic, goude m'o pezo abandonet, pe nac'het memes ho Mestr, e qafot ar peoc'h ennàn. Pec'herien, ha c'houi a vezo insansibl ous un hevelep madelez? Hac e vec'h bet simpl, lach, traitourien, heritiqet, blasfê-

matourien, renegadet, Jesus a c'halv ac'hanoc'h evit rêy deoc'h ur peoc'h peini a glasqit en vên ermèz a Jesus. O madelez infinit! *Beza ho pezo da zouffr; mes bezit confianç, me am eus trec'het ar bed.* Én em armomp a Groas J.-C., hac e vezimp victorius eus a fulor ar bed evel eus e finessaou.

O va Doue! m'ar d'òn bet trec'het gant ar bed, ne allàn tamal nemet d'am lachete; mes e zàn da repari va fot, o trec'hi ar bed d'am zro dre ho craç, hac o tisprizout qement a el ar bed da oppozi dìn. *Amen.*

## CCXCVII. MEDITACION.

*Peden Jesus goude ar Goan.* Yan. 17. 1-5.

1. „ GOUDE an Discours-se, Jesus o sevel „ e zaoulagad ous an êu, a lavaras: Va Zad, „ êru eo an heur, glorifiit ho Mab, evit ma „ c'hlorifio ho Mab ac'hanoc'h. Evel m'oc'h „ eus roet dezàn pouar var an ol dud, evit „ ma royo ar vuez eternel da guement oc'h „ eus roet dezàn. „ Heur Jesus eo an heur eus e humiliacionou hac e zouffrançou; ha pa zeo dent an heur-se, Jesus ne gomz nemet eus e c'hloar hac eus ar pouar en eus da zovetât



e vir Zisqibien. Ha ni, p'en em bresant ur boan benac deomp evit gloar Doue hac hor zilvidiguez pe hini hon nessa, ne zònjomp nemet en hor poan, ne gomzomp, alies ne reomp nemet en em glêm eus hor poan. O Jesus, exocet e vezo ho peden, glorifiet e viot, glorifia a refot ho Tad. Ho Corf Sacr ne vrêyno qet ebars er bez, oc'h humanite santel a yêl da azea en tu deo d'ho Tad ol-c'halloudus; Hano ho Tad a vezo hanavezet hac adoret gant an ol nacionou, ha milionou a Zent prenet dre ho Coad a vezo roet deoc'h, ha c'houi a royo dezo ar vuez eternel. Grit ma vezìn eus an nombr-se; er goulen a ràn dre oc'h Incarnacion, ho qinidiguez, ho maro hac ho cloar eternel.

2. *Ar vuez eternel a gonsist ous hoc'h hanaout, c'houi peini hepqen a so ar guir Doue, ha J.-C. peini oc'h eus digacet.* Evit caout ar vuez eternel, e ranqer credi e zeus un Doue hepqen, tri Ferson en ur memes Doue, ha penos an eil Ferson a so bet digacet, a so en em c'hrêt Den evit hor prena. Mes hanaout Doue, eme S. Yan, a so miret e C'hourc'hemennou. En em examinomp var hor feiz ha var hon accionou.

3. *Glorifiet em eus ac'hanoc'h var an douar, accomplisset em eus an œuvr oc'h eus roet din da ober. Bremàn eta, va Zad, glorifiit ac'hanòn ennoc'hoc'h-unan dre ar gloar em eus bet ennoc'h, qent ma voa crouet ar bed.* Buez J.-C. en antier a so bet consacret da c'hloar e Dad. Redempcion ar bed a oa an œuvr roet dezàn da ober; grêt en eus an œuvr-se, ha gouzout a reomp petra eo coustet dezàn. J.-C., en qement ha Den a c'houlen possedi ebars en èn ar gloar en eus meritet dre e oboissanç parfet, hac a so dleet d'an dignite eus e bersonach. Disqi a ra deomp penos en qement ha Doue e possed ar gloar a bep eternite.

O va Zalver, Mediator entre Doue hac an dud, dre ho natur divin Doue evel ho Tad, dre ho natur humen den evel pepini ac'hanomp, da betra e testilnit-u ar gloar-se peini a c'houlennit evidoc'h? D'hor zilvidiguez, da broculi deomp ar vuez eternel, evit rapporti neuze hac ho cloar hac hor zilvidiguez da c'hloar Doue ho Tad. Grit ma occupin va speret eus a virionecu qen important, carguit va c'halon anezo. *Amen.*



## CCXCVIII. MEDITACION.

*Qenta suit eus ar memes Peden.* Yan. 17. 6-11.

1. „ Va Zad, grêt em eus hanaout oc'h „ Hano d'an dud oc'h eus roet din, ous o „ zepari dious ar bed. Deoc'h e voant, hac „ oc'h eus-e roet din, hac o deus miret ho „ comzou. Gouzout a reont bremàn penos „ qement oc'h eus roet din a deu diganeoc'h, „ abalamour m'am eus roet dezo ar c'homzou „ oc'h eus roet din, hac o deus-e recevet, „ hac o deus hanavezet penos e zòn sortiet „ diganeoc'h, hac o deus credet penos oc'h „ eus va digacet. „ J.-C. qent eguet goulen netra evit an Ebestel, a expos d'e Dad ar rêzoniou pere a dle en renta favorabl en o andret: an titrou-se eo vocacion an Ebestel, an instruccionou o deus clêvet, hac ar fidelite gant peini o deus respontet ous ar c'hrac. Evidomp, penos hon eus-ni respontet ous hor vocacion? Peseurt sourci hon eus-ni bet da zisqi hon Relijion? Hor feiz hac hi a so animet dre ar garantez, crénvêt dre an œuvrou mad? N'en omp-ni qet trec'het dre an drouc-speret, ar bed hac ar c'hig? Hor feiz ha ne vezo qet

evidomp, abalamour d'on lachete ha d'or pec'hejou, un titr a gondaonacion?

2. *Evite e pedàn. Ne bedàn qet evit ar bed, mes evit ar re oc'h eus roet dìn, abalamour ma zint deoc'h.* Lavarat penos J.-C. n'en eus pedet, n'en eo marvet nemet evit silvidiguez ar re choaset hepqen, qementse a so un herezi condaonet gant an Ilis. Ma ne bed qet amàn evit ar bed, abalamour ma zeo particulieramant occupet eus an Ebestel, hep dale er c'hlêvimp o pedi evit an ol dud fidel, nebeut goude er guelimp var ar Groas o pedi evit ar re o deus bet lod en e varo. Hor Zalver n'en eus qet pedet evit ar bed en qement ha bed, da lavarat eo, en qement ha ma zeo corrompet hac adversour d'an Otrou-Doue; mes pedet en eus ma teuje ar bed d'en em gonvertissa, ha d'en em brezervi dious ar bunicionou a bere e zeo gourdrouzet, mar persever ebars en e zizurzou. Pedet en eus evit an dud a so eus ar bed, evit ma quittaint ar bed, da viana a galon hac a oberou. Deomp eo da brofita eus e bedennou hac e c'hraçou, o renonç d'ar bed mechant-se, evel m'on eus prometet en hor badiziant.

3. *Qement a so dìn, a so deoc'h; ha qement a so deoc'h, a so dìn; ha glorifiet e zòn enne.* Oc'h apparchanti ous hor Zalver, ec'h apparchantomp ous e Dad, hac o veza d'an Tad, e zomp d'or Zalver, ha da bepini eus an tri Ferson divin. Jesus a so bet glorifiet ebars en Ebestel dre o feiz, o oboissanç, o zel hac o vertuziou al; Jesus a so eta glorifiet ennomp, pa bratiqomp ar memes vertuziou. Ah! ar zònjeson-se a dlefe renta ac'hanòn ardant ebars en e zervich; penos e zòn-me eta qer lach ha qen infidel! *N'en òn muy ebars er bed, mes int a so ebars er bed, evidòn, me a retorn d'o caout.* Peguer tenet e oa santimanchou Jesus o sònjal e lèze e Zisqibien etouez e enemiet, en amzer ma vije én ebars er gloar!



O va Zalver, n'en oc'h muy bremàn ebars er bed, ha me ho servichet, ho puguel, a so ebars er bed, hac en ur bed marteze muyoc'h danjerus, muyoc'h ampoezonet eguet ne voe biscoas. N'em eus qet ho quelet ebars er bed, mes credi a ràn ennoc'h evel pa ho quelfen. Pedit evidòn, evit o sortial eus ar bed-màn, ma zìn d'o trugarecât ha d'o meuli epad an eternite. *Amen.*

## CCXCIX. MEDITACION.

*Eil suit eus ar memes Peden.* Yan. 17. 11-19.

1. „ TAD Santel, conservit en oc'h Hano „ ar re oc'h eus roet din, evit ma vezint unan „ evel ma zomp-ni unan. „ An union entre an Ebestel hac entre an ol vemprou eus an Ilis, eo ar c'henta goulen a ra Jesus d'e Dad; hac an union-se a dle represanti en qement ha ma zeo possubl an unite a Zoue en tri Ferson. Terri a rêr an union-se dre an herezi, ar schism hac ar pec'het. Pebes maleur evit ar re a goez enne! *Pa oan gante ebars er bed, o c'honserven en hoc'h Hano. Bet em eus soign eus ar re oc'h eus roet din, hac hini anezo n'en eo perisset nemet ar Mab a zrouc'finvez, evit ma vije accomplisset ar Scritur.* Jesus a bed e Dad da gonservi ac'hanomp, evel m'en evoa conservet én e-unan e Ebestel qêyta ma voa bet gante. Peseurt confianç ne dleomp-ni qet da gaout ebars en un hevelep peden! Ar pez a êrvas gant Judas a dle ober deomp beza attantif, mes nonpas en em dizesperi. Judas n'en eo qet en em gollet abalamour ma voa anoncet en em golje, mes e grim hac e



valeur a so bet anoncet abalamour an Otrou-Doue, da beini an amzer da zont a so presant, a vele penos en em golje. *Mes bremàn e retornàn davidoc'h, hac e lavaràn qement-màn o veza c'hoas ebars er bed, evit m'o devezo va joa leun enne o-unan.* Ia, ô Jesus, oc'h Ebestel o deus bet ar joa barfet-se, hac hervez oc'h exempl o deus hi tànvêt betec en creis an humiliacionou hac an tourmanchou. Ah! ma carfemp, he zànvafemp ni hon-unan, hac ar maro memes n'he lamfe qet diganeomp.

2. *Disqet em eus dezo ho comzou, hac ar bed en eus bet cassoni oute, abalamour n'en int qet eus ar bed, evel me va-unan n'en òn qet eus ar bed.* Estimomp eta eurus ar re n'en int qet eus ar bed; en em estimomp eurus ni hon-unan, ma n'en omp qet eus ar bed, ha ma persecut ar bed ac'hanomp; mes dioüallomp ne vemp eus ar re o deus cassoni ous Disqibien J.-C. *Ne bedàn qet ac'hanoc'h d'o iemel eus ar bed, mes d'o freservi dious droug. N'en int qet eus ar bed, evel n'en òn qet va-unan eus ar bed.* J.-C. hac e Zisqibien a so en em gonformet d'ar bed ebars en traou necesser ha deread, hac en traou en pere ne vije qet a zroug; mes condaonet o

deus an abuzou, an excejou hac ar scandalou eus ar bed. Examinomp en petra e zomp c'hoas eus ar bed, ha sònjomp penos e vezimp barnet var an exempl a J.-C. hac e Zisqibien.

3. *Santifiit-e ebars er virione. Ho comzou a so ar virione memes. Evel m'oc'h eus vâ digacet ebars er bed, evelse em eus-e cacet ebars er bed. En em zantifia a ràn va-unan evite, evit ma vezint ive santifiet ebars er virione.* Comzou Doue n'en em gavont ententet mad nemet ebars en Ilis Catholiq. Ermès an Ilis eta n'en eus na santificacion na silvidiguez. Ebars en Ilis e ranqer ober profession eus ur vuez santel, ha beza reglet en interior var gomzou Doue. Ur zantelez exterior hepqen n'en eo qet ur zantelez en guirione, mes un hipocrisi milliguet gant Doue, hac a beini ar grevusted a vezo dizoloet un deiz dirac faç ar bed ol. Hor Zalver a so en em zantifiet en guirione, da lavaret eo, a so en em sacrifiet evidomp, hac en eus roet d'e Ebestel an nerz d'en em sacrifia en testeni eus ar virione. Eurus ar Verzerien pere o deus bet ar memes courach hac ar memes gloar! Bezomp prest da ober ar memes tra, ma laqfe an Otrou-Doue ac'hanomp ebars er memes occasion, ha da viana



en em sacrifiomp dre ar binijen hac ar vortificacion eus hor passionou pa asistomp en oferen; sònjomp penos hor Zalver a lavar neuze : *En em sacrifia a ràn va-unan evite, evit m'en em sacrifiint ive ebars er virione.*

O Jesus, dre beseurt sacrifiç ec'h ouffen-me respont ous ho carantez evidòn! Ebestel Santel, Merzerien Santel, pere a so marvet evit feiz J.-C., obtenit din ar c'hraç da veva ha da vervel ebars er feiz-se, soutenet dre an esperanç hac animet dre ar garantez. *Amen.*

## CCC. MEDITACION.

*Fin eus ar memes Peden.* Yan. 17. 20-26.

1. „ N'EN eo qet hepqen evite e pedàn, mes „ c'hoas evit ar re a gredo ennòn dre o c'hom„ zou. Evit ma vezint ol unan. Evel c'houi, „ va Zad, a so ennòn ha me ennoc'h, ma ve„ zint evelse unan. Evit ma credo ar bed „ penos oc'h eus va digacet. „ Ar beden-màn a J.-C. a sel ar Gatholiqet eus an ol sieclou pere a ra profession eus ar feiz anoncet gant an Ebestel, gant o successoret, hac a vezo cuntinuet bete fin ar bed. Goulen a ra J.-C. evite ma vezint unisset ol dre ar memes bolonte

evel e Dad hac en a so unisset dre ar memes natur, ha ma vezo an union-se santel hac en Doue. Dre eno e vezo edifiant, henorabl da Zoue ha da J.-C. Ar bed a vezo oblijet da anzao penos J.-C. peini a form an union-se, a so digacet gant Doue, ha Doue e-unan.

2. *Ha roet em eus dezo ar gloar oc'h eus roet din, evit ma vezint unan, evel ma zompni unan. Me a so enne ha c'houi a so ennòn, evit ma vezint consomet ebars en unite, ha ma hanavezo ar bed penos oc'h eus va digacet, ha penos ho c'harit evel m'oc'h eus caret ac'hanòn.* J.-C. a so Mab da Zoue dre natur, ha ni a so emmàn bugale da Zoue dre adopcion, gant ar memes guiriou eveltàn, galvet d'ar memes heritach, d'ar memes gloar eveltàn. Hor boneur a so qer bras, qer parfet, qen ne aller qet en compren. Doue en eus hor c'haret evel m'en eus caret e Vab; caret en eus ac'hanomp ebars en e Vab hac evit e Vab; hor c'harout a ra dre ar memes carantez dre beini e car e Vab, evel eus hor c'hoste e tleomp dre ur memes carantez carout Doue, carout e Vab, en em garout an eil eguile en J.-C. hac evit Doue, evit ma vezo consomet pep tra en unite an Otrou-Doue. Ar bed a



velo un deiz an union hac ar gloar eus a vugale Doue : ha petra a vezo e zizesper o velet e vezo privet eus ar boneur-se dre e fot hac evit biqen!

3. *Va Zad, me a fel din e ve ar re oc'h eus roet din el lec'h ma zòn va-unan, evit ma velint ar gloar oc'h eus roet din, abalamour m'oc'h eus va c'haret qent crouidiguez ar bed.* Ar re o devezo credet en J.-C., observet e Lezen, perseveret betec ar fin, a velo e c'hloar divin hac humen, o veza gantàn ebars en joayou ar Baradòs evit an eternite. Petra ne dleomp-ni qet da ober ha da zacrifia evit obteni ar boneur-se. *T'ad santel, ar bed n'en eus qet hanavezet ac'hanoc'h; mes me am eus ho hanavezet, hac ar re-màn o deus hanavezet penos e zeo c'houi oc'h eus va digacet.* Ar Verb incarnet, peini a hanav Doue parfetamant, en eus comzet ous ar bed, hac ar bed n'en eus-àn qet selaouet; an Aviel a so entre daouarn tud ar bed, mes n'en lennont qet, n'er meditont qet, hac ac'hane ne hanavezont qet, ne garont qet an Otrou-Doue. Ar guir Gristenien o c'houzout penos J.-C. a so digacet gant Doue, a studi e Zoctrin, a observ e Lezen, hac a oar dre eno

qement a so necesser evit parveni d'ar boneur souveren, peini a gonsist o velet Doue ennàn e-unan.

4. *Grêt em eus dezo hanaout oc'h Hano, hac ober a rìn dezo en hanaout, evit m'o desezo enne o-unan ar memes carantez dre beini oc'h eus va c'haret; ha ma vezìn enne me va-unan.* Seul-vuy e selaouomp J.-C. ebars en orêzon, seul-vuy e hanavezomp an Otrou-Doue; seul-vuy e hanavezomp an Otrou-Doue, seul-vuy en qaromp. Ar garantez dre beini e car e Vab a so ennomp, hac ar garantez-se eo ar Speret-Santel. An anaoudeguez hac ar garantez-se a deu deomp dre J.-C. Doue a vel hac a gar J.-C. ennomp, a gar ac'hanomp en J.-C. hac abalamour da J.-C.; a gar ac'hanomp evel e vugale, abalamour e Vab a so ennomp ha ma zomp adoptet ennàn.

Evelse eta, ô va Doue, dre an effet eus ar vadelez special oc'h eus bet evidòn, e zòn destinet var an douar d'oc'h hanaout dre ar feiz, e zòn caret ganeoc'h, hac e tleàn ho carout, evit ho quelet faç-a-faç ebars en êu, ha beza caret ganeoc'h dre ur garantez parfet hac eternel. Cetu aze ar pez en eus goulennet J.-C. evidòn. Selaouit e beden. *Amen.*



## CCCI. MEDITACION.

*Jesus a ya da Jardin Olivet.* Marc. 26. 3o-35. Marc. 14. 26-3. Luc. 22. 31-34.

1. „ O veza lavaret an hymn, e sortijont „ evit mont da Venez Olivet. Neuze Jesus a „ lavaras dezo : an nos-màn memes en em „ scandalisfot ol var va sujet. Rac scrivet eo : „ Me a scoyo ar pastor hac an dênved eus ar „ vanden a vezo disperset. Mes goude ma vezìn „ ressuscitet, e zìn aroc deoc'h en Galilee. „ Jesus a anonç d'e Ebestel ar pez a so pella dious o zònjeson, penos e maint var ar poent da goeza ebars en aon, en disfianç hac en infidelite. An amzer da zont a oa eta presant evit Jesus; Jesus eta a oa Doue. Ar brofeciou rapportet qen alies gantàn, accomplisset qen parfetamant ennàn hac en e Zisqibien, a oe goude-ze evit e Ebestel hac a vezo da viqen evit an dud fidel, ur fondamant solid eus ar feiz gristen enep d'ar Judevien ha d'an dud impi. Doue hepqen en eus gallet anonç qêyt amzer diaroc, qen alies, dre qenlies a c'hinou differant qement a draou pere en em gav accomplisset ebars en personach hor Zalver.

J.-C. eta ebars er stad memes eus e humiliacionou, a so an nerz hac ar furnez eus an Otrou-Doue, a so Doue. Ne ouffemp qet ober re alies ar refleccion-màn. Ma vije bet presant da speret an Ebestel, pa anonças Jesus dezo e resurreccion, ar gomz-se a dleje beza grêt varnezo ar brassa impression. Mes mar ancouajont ar bromessa important-se evel an traou al, pa veljont Jesus arêtet, goude se e servichas da zifuni o feiz ha da anima o c'honfianç hac o c'hourach. Pebes attancion, pebes madelez, pebes mizericord ebars en Jesus; mes er memes amzer, pebes grandeur, pebes puissanç!

2. *An Otrou a lavaras neuze : Simon, Simon, cetu Satan en eus goulennet ac'hanoc'h evit ho qoentat evel ma voenter ar guinis.* Ar pez a lavar J.-C. da S. Pêr a brouv penos n'en eus netra cuzet outàn; rentomp dezàn a neve hon homajou. Guelet a reomp amàn penos enemiet hor zilvidiguez ne allont netra anezo o-unan, ha mar bezomp fidel da bedi ha da respont ous ar c'hraç, ol efforchou an drouc-speret n'o devezo qen effet nemet hor purifia evel ma ve nettêt an ed dre ar mouvamant eus ar c'hroe. *Mes me am eus pedet*



*pedet evidoc'h, evit ne berisso qet ho feiz. Pa viot eta ur vech convertisset, fermait ho preudeur.* Peden buissant a beini an effet a bad betec hon amzer hac a bado bete fin ar bed. Cador Pêr a chom hac a chomo bepret, a vezo an oracl eus ar virione, ar pen-lec'h eus an unite. An hini a occup ar Gador-se a so carguet da veilla var e vreudeur, da antreteni ar feiz ebars en Ilis universel, en peini en eus ar brimote a henor hac a juridiccion. Cetu aze petra a velomp gant hon daoulagad. Jesus en anonças, Jesus a harâveze eta an amzer da zont, Jesus eta a so Doue.

3. *Pêr a lavaras dezàn : Otrou, me a so prest da vont ganeoc'h ha d'ar prison ha d'ar maro. Hac en em scandalisfe ar real ol var ho sujet, evidòn me n'en em scandalizìn birviqen. Jesus a respontas dezàn : Pêr, m'en lavar deoc'h en guirione, an nos-màn memes, qent ma cano ar c'hoq evit an eil guech, ho pezo va nac'het teir guech. Mes Pêr a zoutene muyoc'h-muy : hac e ve ret dìn mervel ganeoc'h, n'ho renoncìn qet. An Disqibien al ol a lavaras ar memes tra.* Pêr leun a zêl hac a gourach, a gred e vezo bepret exant a zempladurez. En em breferi a ra memes d'ar

real, hac e verit manqout en ur fêçon muyoc'h humiliant eguete. An Ebestel en em offr d'ar pez ne c'houlenner qet digante. Ne voa qet qestion evite da vont d'ar prison gant Jesus, d'en difen pe da vervel evitân. Anoncet en devoa dezo e tleye én mervel ha ressuscita an drede deiz. M'o devije compreuet ar c'homzouse, o devije guelet penos e tleyent conservi ar feiz hac an esperanç da velet o Mestr ressuscitet; n'o devije qet sellet e varo evel ar fin eus e rën, mes evel an êchuamant eus an œuvr ordrenet dezân gant e Dad, hac o devije gortozet, hep en em droubli, mac'h accomplisje e-zesseniou.

O Jesus, oc'h adori a rân en particulier ebars er pez a anoncit amân da S. Pêr. Un Doue hepqen a alle hanaout ur renonçamant qer tost, qer nebeut credabl, gant qement a circonstançou, qer lijer en apparanç. Exempl an Abostol-se a zisq din en em disfiout ac'hanôn va-unan, ha beza bepret en doujanç. Grit din caout hep-cess recours deoc'h dre ar beden. *Amen.*



## CCCII. MEDITACION.

*An daou gleze.* Luc. 22. 34-38.

1. „Jesus a lavaras dezo neuze : pa em eus „ cacet ac'hanoc'h hep sac'h, hep yalc'h, hep „ boutou, manqet a so netra deoc'h? Nan, „ a respontjont. „ Evel pa lavarje dezo : pa em eus çacet ac'hanoc'h hep ar brovisionou necesser d'an dud, em eus bet aoüalc'h a buissanç evit miret ne vanqje netra deoc'h; evelse pa velfot ac'hanôn dibourve a bep tra, privet memes eus ar vuez, e vezîn bepret Mab Doue, hac em bezo ar pouar da accomplissa va fromessaou. Va humiliacionou eta, va zouffrançou, va maro memes ne dleont diminui nac ho feiz nac ho confianç ennôn. An instruccion-mân a so evidomp qercoulz hac evit an Ebestel. Petra a so manqet deomp pa hon eus oboisset d'an Otrou-Doue? Ar memes Providanç he devezo bepret sourci ac'hanomp. Mes ha pa ve bolonté Doue exerci ac'hanomp betec hon lezel da vervel evel ma zeo marvet J.-C., lavaromp evel Job : esperi a rin c'hoas ennân. Goude ar maro e mân an objet bras eus hon esperançou.

2. *Jesus a ajoutas : mes bremàn, an hini en eus ur zac'h pe ur yalc'h, qemerit-e, hac an hini n'en eus qet, guerzit e zé evit prena ur c'hleze; rac me a zisclêry deoc'h penos ar pez a so bet scrivet ac'hanòn, a renq c'hoas beza accomplisset; hac e zeo bet laqet en renq an dorfetourien.* Ar c'homzou-se difficil da ententi, a allomp da expliqa evellen : pa inspiren confianç deoc'h dre va fresanç, e zêc'h var va c'homz hep yalc'h hac hep sac'h, hac ec'h anzavit penos n'en eus manqet netra deoc'h. Mes hirio e chenchàn a langach, abalamour ho tisposicionou ha va stad a vezo differant. Pa velfot ac'hanòn, hervez ma zeo bet anoncet, mesqet gant an dorfetourien, crucifiet ha maro entre daou laer, e credfot penos n'en eus muy sicour ebet da c'hortos diganèn, e colfot courach; abalamour da-ze e lavaràn deoc'h miret pe acquisita moyenou d'en em difen ac'hanoc'h oc'h-unan. Admiromp en qement-màn ol madelez ha furnez infinit hor Zalver.

3. *Hac en effet, qement a so bet anoncet ac'hanòn a ya da veza accomplisset. Otrou, a lavarjont dezàn, cetu amàn daou gleze. Hac e lavaras dezo : aoüalc'h eo.* An Ebestel en



em dromplas amàn c'hoas; ne rejont attancion na d'ar pez a anonce dezo, penos e vije laqet en renq an dorfetourien, na d'ar brofeciou pere en em accomplisse ennàn : credi a rejont penos ec'h ordrene dezo en em derc'hel armet evit en difen. Mes biscoas J.-C. n'en eus ententet e vije implijet an nerz evit difen e gos. Pa lavar dezo eta : *Aoüalc'h eo*, ne gomz qet eus an armou evel ma ententent-int, mes eus an instruccionou en devoa roet dezo. Aoüalc'h em eus lavaret deoc'h evit ho prepari d'an traou estranch a bere e zit da veza testou, evit ho souten ebars er fidelite a dleit dìn, evit ober deoc'h credi ennòn, pa em guelfot ressuscitet. O lezel a ra ebars en o ide var sujet àr c'hlezeyer, pere a dleye hep dale fournissa dezàn ar matier eus un instruccion hac ur miracl.

Ia, ô va Zalver, betec en creis an dorfetourien oc'h eus ar memes grandeur, ar memes puissanç; en peseurt stad benac m'en em laqit, em bezo ennoc'h ar memes confianç, em bezo evidoc'h ar memes soumission. Soutenit, ô va Doue, ar bromessa a ràn deoc'h. *Amen.*

## CCCIII. MEDITACION.

*Tristidiguez Jesus en Jardin Olivet.* Maze. 26. 36-38. Marc. 14. 32-34. Luc. 22. 39-40. Yan. 18. 1-2.

1. « JESUS o veza lavaret an traou-se, a yas » gant e Zisqibien en tu-al da rivier Cedron, » hac hervez e gustum var menez Olivet, hac » e Zisqibien en heuillas. Neuze ec'h êruas en » ul lec'h hanvet Gethsemani, en pelec'h e voa » ur jardin en peini ec'h antreas gante, hac e » lavaras d'e Zisqibien : azeit aze qêyta ma zìn » amàn a dost evit pedi, ha pedit evit ne an- » trefot qet en tentacion. » Jesus en eus hon avertisset dija penos en evoa ar pouar da guittât ar vuez ha d'he adqemer pa bliche gantàn. Ar memes tra eo libr ebars en ol circonstançou eus e Bassion. Oc'h antren er Jardin e paris, e comz gant e zouçter hac e dranqilite ordinal. Ur moment varlerc'h, mar d'eo accablet a dristidiguez, eo dre e volonte e-unan, ha dre e garantez evidomp. *Hac e qemeras gantàn Pér, Jacqes ha Yan*, evit beza testou eus e guenta suppliç, ha clêvet gantàn ar secret eus e boaniou interior. Disqibien eurus! O



va Zalver, grit dìn santout an tourmant cruel oc'h eus deurveet da souffr evit va sovetât.

2. *Mes Judas peini en trahisse, a hanaveze ive ar plaç-se, abalamour Jesus a oa en em gavet eno alies gant e Zisqibien.* Qementse ne ampech qet Jesus d'en em renta eno, abalamour ma fel dezàn beza livret. O va Jesus, ne zepant qet ac'hanòn-me souffr pe nonpas souffr, mervel pe nonpas mervel; da viana ebars en necessite en peini e zòn da zouffr ha da vervel, ra vezìn fidel aoüalc'h evit souffr ha mervel evidoc'h, evit en em unissa ganeoc'h, evit oc'h imita, evit plijout deoc'h.

3. *Neuze (Jesus) a gomançaz da veza sézisset a spont hac a anui, hac a lavaras dezo : va ene a sò trist betec ar maro, chomit amàn ha beillit ganén.* Jesus peini a inspire an nerz hac ar gourach, a-baris amàn ar zempladurez memes. An dic'hout, an anui, an dristidiguez, ar spont a ra varnezàn qement a impression, ma màn e vuez en danjer. Mar santomp an anui, an dristidiguez, ar spont, souffromp gant resinacion, en em unissomp gant Jesus accablet gant ar passionou violantse, sònjomp bepret penos e souffromp infinimant nebeutoc'h eguetàn, pa zeo bet qer bras

e dristidiguez, ma vije bet capabl da ober dezàn mervel, ma ne vije en em rezervet evit tourmanchou al.

4. Mes petra a sinifi qement-màn ol ebars en hini a so an nerz hac ar vertu memes? Souffr ha mervel gant courach, cetu aze ar pez a admiromp. Mes caout aòn, crena o velet ar maro, en em afflija, en em dezoli, beza var ar poent da vervel dre an dreist-vuzur eus ar poaniou, cetu aze ar pez a hanver sempladurez, hac ar pez a so ar muya humiliant. O va Zalver, ebars er chenchamant subit-se a c'hoarve ennoc'h, e hanavezàn ar pouar absolu oc'h eus varnoc'h oc'h-unan, var ho corf ha var ho puez, var oc'h ene hac hoc'h ol affeccionou. Dre ar mouvamanchou interior-se da bere en em livrit, e hanavezàn penos eo va natur memes oc'h eus qemeret, un humanite hànval ous va hini en pep tra ol, sepet ar pec'het. Mes ebars an exces gant peini en em abandonit d'ar mouvamanchou-se eus an natur, e velàn an exces eus ho carantez evidòn.

5. Petra a so bet cos d'an tourmant-se, ar muya violant evel ar c'henta eus a Bassion Jesus? Eus ur c'hostez, e dourmanchou da zonet, pere a oe presant d'e speret gant o ol



circonstançou, eus ur c'hostez al, maleur ar Judevien, pere ous en laqat d'ar maro, a yê da denna varnezo o-unan an diveza effejou eus ar venjanç divin, ha maleur ar bec'herien, a bere calz, en despet d'e zouffrancou, en em golje eternelamant : erfin an offranç grêt d'an Otrou-Doue, peini a deuje seul grevussoc'h, ma vije muyoc'h disprizet e garantez. Bet oc'h trist ebars en oc'h ene, ô va Zalver, evit va fec'hejou interior, var bere ne rân qet a reflection, evit disoboissanç an den qenta, evit an assuranç fol gant peini an dud impi ha qement a bec'herien a vev var an douar hep aon rac ar maro tamporel, na rac an tourmanchou eus ar maro eternel, evit ar blijadurezou da bere en em livromp enep da Lezen Doue hac hep aon rac e hanicionou, evit ar gontriccion fos eus nor c'halon, evit hor c'honversionou hipocrit, evit hor pinijennou hep glac'har. Deurveet oc'h eus santifia ennomp ar mouvamanchou da bere e zoc'h en em zoumetet, hor c'honsoli pa o zouffromp, meritout deomp ar c'hraç d'o zupporti dious oc'h exempl, o douçât, o moderi ennomp, hac alies memes oc'h hon exanti anezo. Dre ar vertuz eus ho tristidiguez, ho spont, oc'h anui, ar Ver-

e dristidiguez, ma vije bet capabl da ober dezàn mervel, ma ne vije en em rezervet evit tourmanchou al.

4. Mes petra a sinifi qement-màn ol ebars en hini a so an nerz hac ar vertu memes? Souffr ha mervel gant courach, cetu aze ar pez a admiromp. Mes caout aon, crena o velet ar maro, en em afflija, en em dezoli, beza var ar poent da vervel dre an dreist-vuzur eus ar poaniou, cetu aze ar pez a hanver sempladurez, hac ar pez a so ar muya humiliant. O va Zalver, ebars er chenchamant subit-se a c'hoarve ennoc'h, e hanavezàn ar pouar absolu oc'h eus varnoc'h oc'h-unan, var ho corf ha var ho puez, var oc'h ene hac hoc'h ol affeccionou. Dre ar mouvamanchou interior-se da bere en em livrit, e hanavezàn penos eo va natur memes oc'h eus qemeret, un humanite hànval ous va hini en pep tra ol, sepet ar pec'het. Mes ebars an exces gant peini en em abandonit d'ar mouvamanchou-se eus an natur, e velàn an exces eus ho carantez evidòn.

5. Petra a so bet cos d'an tourmant-se, ar muya violant evel ar c'henta eus a Bassion Jesus? Eus ur c'hostez, e dourmanchou da zonet, pere a oe presant d'e speret gant o ol



circonstançou, eus ur c'hostez al, maleur ar Judevien, pere ous en laqat d'ar maro, a yê da denna varnezo o-unan an diveza effejou eus ar venjanç divin, ha maleur ar bec'herien, a bere calz, en despet d'e zouffrancou, en em golje eternelamant : erfin an offranç grêt d'an Otrou-Doue, peini a deuje seul grevussoc'h, ma vije muyoc'h disprizet e garantez. Bet oc'h trist ebars en oc'h ene, ô va Zalver, evit va fec'hejou interior, var bere ne rân qet a reflecçion, evit disoboissanç an den qenta, evit an assuranç fol gant peini an dud impi ha qement a bec'herien a vev var an douar hep aon rac ar maro tamporel, na rac an tourmanchou eus ar maro eternel, evit ar blijadurezou da bere en em livromp enep da Lezen Doue hac hep aon rac e bunicionou, evit ar gontriccion fos eus hor c'halon, evit hor c'honversionou hipocrit, evit hor pinijennou hep glac'har. Deurveet oc'h eus santifia ennomp ar mouvamanchou da bere e zoc'h en em zoumetet, hor c'honsoli pa o zouffromp, meritout deomp ar c'hraç d'o zupporti dious oc'h exempl, o douçât, o moderi ennomp, hac alies memes oc'h hon exanti anezo. Dre ar vertuz eus ho tristidiguez, ho spont, oc'h anui, ar Ver-

zerien a so êt d'ar maro gant assuranç; qement a Gristenien fervant o deus guelet gant tranqilite o heur diveza o tostât; qement a real a gav ur joa sansibl ebars er pratiqou a Relijion, a garantez, a zêl hac a binijen.

O va Zalver, peguen dign oc'h da veza caret ebars en ho tristidiguez, peguen bras ebars en oc'h infirmite, peguer crén ebars en ho sempladurez, peguer puissant ebars en oc'h aon, peguer consolant ebars en ho nec'hamant! Deoc'h e zòn dleour eus ar c'honsolacionou hac ar peoc'h a bere e chouissàn. Pa vezìn afflijet, dezolet, spontet, en em unissìn ganeoc'h, e sonjìn penos oc'h eus souffret qementse ol hac infinimant ouspen evidòn. *Amen.*

## CCCIV. MEDITACION.

*Peden Jesus en Jardin Olivet.* Maze. 26. 39-44. Marc. 14. 35-40. Luc. 22. 41-42.

1. „ Hac o veza avancet un dra benac „ hirroc'h, o pellât dioute hed un tol men, „ en em laqas var e zaoulin, hac ous en em „ brosterni e vizach ous an douar evit pedi, „ e lavare : va Zâd, mar deo possubl, distroit „ ar C'halir-se diouzìn : gouscoude ravezo „ grêt nonpas va bolonte, mes oc'h hini. „



Admiromp ebars er beden-se ar respet, ar garante, an ardeur, ar gonfianç, hac ispicial ar zoumission barfet, hac ar resinacion antier a Jesus. Pedomp en ur postur humbl ha respectuus, gant interest, gant ardeur, mes ajoutomp bepret ar c'homzou necesser-màn : ho polonte bezet gret, ha nonpas va hini.

2. *Hac e teùas da gaout e Zisqibien pere a gavas cousqet, hac e lavaras da Bêr : Simon, cousqet a rit. Penos n'oc'h éus gallet beilla ganén nemet un heur! Beillit, a lavaras dezo o zri, evit ne goezfot qet en tentacion. Ar speret a so pront, hac ar c'hig a so sempl.* Gant ar bed e veillomp, ha gant Jesus ne allomp qèt beilla. Pa veiller var ar galon, evit banaout ar c'homançamant eus an dentacion hac evit pedi neuze, ar victor a so facil. Mes en defot da veilla ha da bedi, mac'h antreer en tentacion, ma selaouer ar c'henta sònjesonou, ar c'henta mouvamanchou, ar c'henta santimanchou, e zêr pel en bêr amzer, santout a rêr peguement e zeo sempl ar c'hig, ha peguen êzet ar speret a heuill an impression eus ar c'hig. Hor Zalvèr, a repren e Ebestel gant un douçter hac ur garantez admirabl, ha ni a so disoblijant ha rust pa êru ganeomp

an distêra chagrin. Ar beden memes hac ar pratiqou al a Relijion ne zouçaont nac hon humor nac hor c'homzou.

3. *Hac o vont c'hoas, e pedas, o lavarat ar memes comzou. Mont a eure c'hoas ur vech, hac e pedas, en ur lavarat : va Zad, ma ne al qet ar C'halir-se tremen hep ma en evfen, ho polontez bezet grét.* Oc'h adgoulen ar memes tra ous an Otrou-Doue, ar poent evit peini e tleomp beza ar muya ardant, eo an abandon antier eus hor bolonte, evit en em gonformi da volonte Doue. *O veza retornet un eil guech, o c'havas cousqet, rac o daoulagad a oa ponneret, ha ne ouient petra da respont dezàn.* Mes Jesus contant ous o guelet confus, ne lavarâs netra dezo. Pa zomp lach, pa gousqomp ebars er beden, n'on eus qet ordinal ar memes excuz evel an Ebestel pere a voa fatiq; pa goez hon nessa ebars er memes fotou a bere hon eus-àn reprenet dijà, siouas ne imitomp qet douçter J.-C. *Ous o c'huitât adare, e yas c'hoas evit an deirvet guech, o lavarat ar memes comzou.* J.-C. a zisq deomp tri zra : perseveri ebars er beden, pedi en bêr gomzou, implija ar memes comzou gant un devocion bepret nevez.



Roit dìn, ô va Doue, ar speret a beden, evit m'en em dalc'hìn bepret en ho presanç ebars en disposicionou santel eus ho Mab uniq, ha ma veritìn e vec'h va nerz ebars en ol danjerion, ha va c'honsolacion ebars en ol drougou. *Amen.*

## CCCV. MEDITACION.

*Apparicion un Æl. Angoni Jesus. Ar c'hoezen a hoad.* Luc. 22. 43-44.

1. « NEUZE ec'h apparissas dezàn un Æl eus » an êñ peini er c'honfortas. » Evel m'en eus deurveet Jesus, ebars er sempladurez eus e gorf, epad an amzer eus e vugaleach, receo a zorn an dud ar sicouriou a receo ar vugale al, evelse an dristidiguez eus e ene en eus deurveet receo abers en Ælez ar sicour a c'hortoz an dud al digante. Qementse ol a so ur suit eus a infirmiteou hon natur, da bere e zeo en em zoumetet, ha pere en rent infinimant dign eus hor c'harantez. Peseurt sicour a recevas Jesus digant an Æl? Hennes a so ur mister peini a dremen hon entèntamant. Ne allomp amàn nemet adori, admira ha tevel. Disqomp penos evel memprou da Jesus hon

eus guir da c'hortoz sicour digant an Ælez, pere a so etablisset gant Doue evel ar vinistret eus e vadelez hac e vizericord en hor c'hénver. Peguement a zònjesonou mad, a zantimanchou courajus n'on eus-ni qet recevet dreize, ha peguement ne dleomp-ni qet da c'hortoz c'hoas, mar o fedomp gant confianç en qement ha ma zomp unisset gant hor Zalver!

2. *Hac o veza antreet en angoni, e cresqe e bedennou.* An angoni-se a oe ur seurt combat ebars en ene J.-C., ha qer bras e oe an tourmant-se, qen ne gonservas ar vuez nemet dre ur miracl. Epad ar suppliç hir-se, Jesus ne baouezas da bedi ha da c'houlen bepret ma vije accomplisset bolonte e Dad. Daou dra a dleomp amàn da observi erfat. Dre ur burzud inconcevabl, na tristidiguez Jesus, nac e angoni, nac e ol dourmanchou ne ampechjont qet ur moment ne vele Doue faç-a-faç, ha ne oa bepret è ene infinimant eurus; hà demeus ur c'hostez al ar vel-se a Zoue, an eurusted souveren-se ne ziminuent en netra e zansibilite naturel nac ar rigor eus an tourmanchou. Qemeromp truez ous e boaniou, hep ancouât penos an hini a zouffr a so Doue;



ha petra benac ma zeo Doue, e souffr gouscoude ar poaniou ar muya cruel. Deurveet en eus souffr an angoni, evit souffr an ol boaniou a dleomp da zouffr ni hon-unan, evit beza hon exempl, hon nerz ebars en hon angoni, hac ober deomp perseveri betec ar fin.

3. *Hac en devoe ur c'hoezen evel a daqennou goad pere a goeze betec an douar.* Ur c'hoezen qen estranch à el ober deomp juja peguer violant e oe an angoni a Jesus, a lam ar vallos prononcet enep d'an douar, hac a dle anima ac'hanomp d'ar binijen.

O Jesus, grit mervel an den coz, grit sortial eus va c'halon an daerou a binijen, pere a so evel goad un ene convertisset. Appliqie din ar merit eus oc'h angoni sante'. Êruout a ray ar moment eus va hini; qèyta ma ray en vên an natur an diveza efforchou evit rezista ous ar maro, va ene he devezo an diveza combajou da zouten evit rezista ous attaqou an drouc-speret. Adalec bremàn ec'h acceptàn an angoni-se, en em soumetàn d'an ol boaniou, d'an ol rigor he devezo. En em unissa a ràn ganeoc'h, implori a ràn ho meritou evit beza soutenet ebars er moment diveza-se. Qèyta m'am bezo an distêra hanaoudeguez, grit din

ar c'hraç da bedi eveldoc'h, ous en em zoumeti antieramant da volonte va C'hrouer ha va Zad. Va Æl-Gardien, va Faeron, pere a invoqàn bemde, ol Ælez, ol Zent ha Sentezet, c'houi ispicial, Rouanez an Ælez, ar Zent hac ar Zentezet, goulennit evidòn ar victor ebars er gombat diveza-se, asistit ac'hanòn, evit ma perseverin betec ar fin ebars er feiz, en esperanç hac er garantez, ha mac'h antreìn ganeoc'h ebars er Rouantelez en eus va Zalver prometet ha meritet dìn. *Amen.*

## CCCVI. MEDITACION.

*Jesus goude e beden ebars er Jardin.* Maze. 26. 45-46. Marc. 14. 41-42. Luc. 23. 45-56.

1. „ Hac o veza savet goude e beden, e „ yas da gaout e Zisqibien, hac o c'havas „ cousqet gant an dristidiguez, hac e lavaras „ dezo : penos, cousqat a rit! Savit ha pedit, „ evit ne antrefot qet en tentacion. Dont a „ eure evit an deirvet guech, hac e lavaras „ dezo : cousqit bremàn ha repozit; aoüalc'h „ eo, êru eo an heur. „ Jesus a ra ar memes rebech d'e Ebestel, bepret gant ar memes doucter, ha bepret dre ar memes rêzon, evit



evit ne vezint qet trec'het gant an dentacion peini a so tost. Neuze evit ma rint muyoc'h a attançion, e comz oute var un ton differant en apparanç, mes peini en effet a sinifi ar memes tra : *Cousqit bremàn ha repozit; aoüalc'h eo.* Evel pa lavarje : difunit erfin, re oc'h eus cousqet, re dranqil e zoc'h o veza qer tost d'an danjer.

2. Appliqomp deomp hon-unan ar memes rebech, ar memes instruccion. Penos, a lavar deomp J.-C., cousqat a rit c'hoas eus a gousqet ar pec'het, eus a gousqet ar glouarder, al lachete, an dissipacion; alies e zeus criet deoc'h difuni; marteze ur vech benac, ouspen ur vech, alies e zoc'h bet difunet, ha cetu c'houi adare adcoezet ebars er c'housqet. Ne velit-hu qet penos ho cousqet, ho puez n'en eo nemèt un ure; penos ar madou, ar blijadurezou dà bere en em livrit, n'en int qet muyoc'h solid eguet ar re a bere e chouisser ebars en un ure agreabl, penos pa zifunfot e vezint lamet ol diganeoc'h, hac en em gafot ebars en diveza mizer? He bien, cousqit eta bremàn, pa fel deoc'h cousqet; prest oc'h da finissa ho puez; hep dale ar bed ne vezo muy netra evidoc'h, e rentfot cont eus an amzer

a oa roet deoc'h evit ober ho silvidiguez; gant qementse, mar doc'h hardi aoüalc'h, cousqit, reposit. Ah! pel dious-se, bezit fur, *aoüalc'h eo*, aoüalc'h oc'h eus cousqet, aoüalc'h oc'h eus coilet a amzer ebars en ur c'housqet criminel ha danjerus; difunit erfin, *savit* hep differi ha pedit, evit nonpas beza surprenet. Comancit ur vuez a binijen hac a ferveur.

3. *Êru eo an heur, Mab an Den a ya da veza livret; savit ha demp : an hini a dle va zrahissa a dosta.* Jesus a anonç d e Ebestel e zeo êru an heur ma za da veza trahisset gant Judas. Evelse ec'h assura ac'hanomp enep d'ar scandal eus e humiliacionou, evit ne ancouaimp birviqen penos, mar d'eo un den eveldomp, e souffr, e zeo un Den-Doue peini ne zouffr nemet dre e volonte vad hac evit hor zilvidiguez. Êru eo heur an Otrou-Doue; Jesus a so en em breparet dre an orêzon, en eus bet aon, en eus crenet ous en em brepari; bremàn e zeo tranqil, leun a gourach, e lavar d'e Ebestel, *savit*, *demp*, oboissomp... Ni a so hep courach, abalamour ne bedomp qet; ni a so lach, abalamour ne bedomp qet erfat. Netra ne ra aon deomp, pa zeo qestion da brometi; àn distera difficulte a so aoüalc'h



evit hon arêti, pa zeo qestion da accomplissa.

Grit din, ô va Jesus, credi ferm penos en creiz an humiliacionou e zoc'h an Doue a c'hloar, en creis an tourmanchou, an Doue a nerz. Touchit va c'halon, evit ma vezo sansibl ous ar poaniou a zouffr hoc'h humanite zantel : grit din pedi eveldoc'h, evit ma souffrin eveldoc'h. *Amen.*

## CCCVII. MEDITACION.

*Poq Judas.* Maze. 26. 47-50. Marc. 14. 43-45. Luc. 22. 47-48.

1. "Jesus a gomze c'hoas, pa êruas Judas, " unan eus an daouzec, ha gantàn ur vanden " dud armet a glezeyer hac a vizier, pere a " oa digacet gant Princet ar Vêleyen, ar Pha- " risianet, ar Scribet hac ar re Ancien eus " ar Bobl. Mes an traitour en devoa roet dezo " ar signal, en ur lavarat : an hini da beini " e poqìn, hennes eo an hini a glasqit; sê- " zissit ha cunduit-àn gant precocion. " Hac a grimou ebars en ur c'hrim! Un Abostol, un den choazet evit beza unan a billerou an Ilis, en em c'hra ar chef eus an dud impi, ar c'hunduer eus ar re a laqa Salver ar bed

d'ar maro. Pebes dallidiguez ebars en un den peini a so bet test eus a viraclou J.-C, mar cred e zeo capabl ar zoudardet d'en arêti en despet dezàn! Pebes horrol, implija ar sin eus ar peoc'h hac ar vignonach, evit livra ur Mestr a beini n'en eus recevet nemet madelezou! Pebes cassoni, pebes fulor, recomandi ma vezo cunduet gant qement a brecocion ne allo qet achap! Peguement e tle exempl Judas ober deomp crena ha beza var eves!

2. *Ha Judas o veza en penn ar vanden, a dostaas ous Jesus evit poqat dezàn, hac e lavaras dezàn : salud deoc'h, Mestr, hac e poqas dezàn.* An apparanç fos-se a respet hac a vignonach ne drompl qet an hini a vel ar zònjezonou secreta eus ar c'halonou; ne ra nemet cresqi an enormite eus a grim Judas, ha renta an traitour infam un objet a horrol evit ar bed ol bete fin ar sieclou. Hac en a so nebeutoc'h detestabl ar c'brim eus an hini a receo J.-C ous an Dol zantel gant ur gonscianç carguet a bec'hejou, cuzet avichou ous an dud, mes nonpas ous an Otrou-Doue?

3. *Neuze Jesus a lavaras dezàn: va mignon, gant peseurt desseign e zoc'h deut? Judas,*



*trahissa a rit Mab an Den gant ur poq.* Jesus dre ar c'homzou-se a zisqeuz da Judas an affeccion en eus c'hoas evitàn, a zizolo dezàn ar grevustet eus e grim, a glaq ober dezàn antreo ennàn e-unan. Peseurt calon ne vije qet bet touchet eus ul langach qen tener! Calon Judas a oe insansibl, ha siouas peguement a Gristenien sacrilech a ra ar memes rezistanç! Goude beza en em bresantet en tribunal gant an desseign da drompla Jesus, mac'h alfent, en personach e Vinistr, goude beza profanet ous an Dol zantel, flastret dindan o zreid e Gorf sacr hac e Hoad precius, goude beza en livret e-unan d'e enemiet, d'o fassionou, d'ar pec'het; en despet d'ar pez a aller da lavarat dezo var an enormite eus o c'hrimou, e chomont ebars en dallidiguez hac er galeder; gortos a reont, ebars en disposicionou maleurus-se, an deiz terrubl, en peini an dud a velo o zraitourach, hac en peini Jesus a venjo e injur dre an tourmanchou eternel.

Perac ne allàn-me qet, ô Jesus, ho tidomaji dre va respet ha va c'harantez evit an outrajou a ra deoc'h ar c'homunionou indign! En em bresanti a rin, ô va Zalver, ous treid oc'h Oteriou evit rêy deoc'h ar poq a beoc'h, ha

nonpas evit ho livra d'oc'h enemiet. Dont a rìn d'en em vezur eus ho Corf, d'en em rassasia eus ho Coad, d'o pedi da veva ennòn, evit ma vezin evèl ar memes substanç ganeo'ch ebars en amzer hac en eternité. *Amen.*

## CCCVIII. MEDITACION.

*Puissanç Jesus var ar Zoudardet, pere a avanç evit en qemer.* Yan. 18. 3-9.

1. « JUDAS eta o veza qemeret ar zoudardet » hac an Officerien pere a oe cacet dezàn » gant Princet ar Vêleyen hac ar Pharisianet, » e teujont gant leternou, flamboezennou hac/ » armòu. « Avancit eta, soudardet, roet eo ar signal, guelet a rit an hini a dleit da arêti. Mes nan, Jesus a so c'hoas Mestr amàn, ne allit qet ober ur gamed hep e urz. *Jesus o c'houzout eta ar pez a dleye êruout gantàn, a deuas a ziarben dezo, hac e lavaras dezo : piou a glasqit-u? Respont a rejont dezàn : Jesus a-Nazareth. Jesus a lavaras dezo : me eo. Mes Judas, peini en trahisse, a oa ive gante. Pa lavaras eta Jesus ar gomz-se, me eo, e coezjont var leur o c'horf d'an douar.* O Doue crén, santel, ol-c'halloudus, Mab



Doue ha Mab Mari, piou a gredo attaqi a-c'hanoc'h, piou a allo rezista ouzoc'h? Piou n'en em brosterno qet evit oc'h adori, ho pedi, oc'h appezi ha goulen ho carantez? Judas, en peseurt stad en em gavit-u etouez enemiet ho Mestr divin? Petra a zònjit-u? Ah! ne imitomp qet Judas, n'en em laqomp qet etouez ar bec'herien; n'en int netra dirac Doue. Maleur dezo ebars en deiz ma teuyo Jesus d'o barn ebars en e c'hloar hac e vajeste, pa lavaro dezo : me eo an hini oc'h eus offancet, disprizet, outrajet, persecutet!...

2. Ar zoudardet a zavas. *Evit an eil guech Jesus a c'houlennas digante : piou a glasqit-u? Respont a rejont : Jesus a-Nazareth.* Goude beza bet discaret dre ol-buissanç Jesus, ar zoudardet o deus bepret ar memes desseign, ar memes cassoni, ar memes fulor; nep chenchamant; nep qeuz, nep aon. Allas! peguen alies hon eus guelet an dud superb humiliet, an dud pinvidiq paourêt, an dud ambicius tromplet en o esperanç, an dud libertin accablet a zrougou hac a infirmiteou : ha pegoulz hon eus-e guelet chenchet, touchet a c'hlac'har, distroet dious an objet eus o fassion? Ur vech benac, en creis o disc'hraç e lavaront comzou

edifiant, capabl da ober credi e zint convertisset; mes pa vezint adsavet, pa vezo rentet dezo ar yec'het hac an nerz, pa en em gavint ebars er memes occasion, o guelfot qen ardant, qer furius, qen obstinet, qen debochet, qen infam, qen impi, ha marteze muyoc'h eguet ne oant bet diaguent. Ah! peguen important eo nonpas en em livra da ur goalbanchant, pa veler qer nebeut a dud o renonç dezàn!

3. *Jesus a respontas dezo : dija em eus-àn lavaret deoc'h, me eo. Mar deo me eta a glasqit, lézit ar re-màm da vont en liberte; evit ma vije accomplisset ar pez en devoa lavaret : n'em eus collet hini eus ar re oc'h eus roet dìn.* Jesús, er memes amzer m'en em livr e-unan, a zifen touch ous e Zis-l: qibien, ha ne doucher qet oute. Peguer mad eo ar Mestr peini a zervichomp! Hor c'hunduì a ra, hon difen a ra, ha mar chomomp fidel dezàn, un deiz e telivro ac'hanomp evit biqen dious enemiet hor zilvidiguez.

O Doue puissant, ho touja a rìn. O Doue trugarezus, ho carout a rìn. En em brosterni a ràn dirazoc'h, ô Jesus, evit implori ho mizericord. Ol fulor an dud hac an diaoulou ne al



netra var ar re a so roet deoc'h gant ho Tad. Ur gomz eus ho perz a laqa ac'hanomp en assuranç. Bezit meulet da james evit ar broteccion ol-c'halloudus-se, peini a accordit d'ho servicherien Cuntinuit d'he lezel ganèn en particulier. Ne bermetit qet e rezistfen birviqen outi. *Amen.*

## CCCIX. MEDITACION.

*Ardeur S. Pér evit difen e Vestr.* Maze. 26. 50-54. Marc. 14. 46-47. Luc. 22. 49-51. Yan. 18. 10-11.

1. « NEUZE ec'h avançjont hac e laqjont » o daouarn var Jesus, hac en arêtjont. Gous» coude ar re a oa en dro da Jesus, o velet ar pez a yê da êruout, a lavaras dezàn : Otrou, » sqêy a rimp-ni gant ar c'hleze? « An Ebestel en em dromple o sònjal e fallie da Jesus bezà difennet gant an armou; mes o affeccion evit ò Mestr a oa admirabl, ha disqeuz a rent o zoumission, o consulti o Mestr qent comanç ar gombat. *Qerqent unan eus ar re a oa gant Jesus, Simon-Pér, o laqat e zorn var e gleze, entennas, hac o sqêy ur zervicher d'ar Béleg-Bras, e troc'has e scouarn dèo, hac an den-se a oa hanvet Malchus.* Pêr ne c'horto qet res-

pont Jesus; en em disqeuz ar muya ardant evit difen e Vestr, hac a so ar c'henta ous en em exposi evitàn.

2. *Mes Jesus o qemer ar gomz, a lavaras: n'en it qet pelloc'h. Hac o veza touchet ous scouarn Malchus, er guellaas.* Pebes madelez, pebes douçter, pebes carantez! Mes pebes puissanç! Jesus a ra amàn daou viracl patant: ar zoudardet o velet Malchus blesset, a dleye naturelamant massacri Disqibien Jesus, hep espern pelloc'h ar Mestr. Jesus a ordren d'e Zisqibien arêti, ha dre ar gomz-se ar zoudardet a so arêtet qercoulz hac an Disqibien. An ol a so forcet da c'hortoz en silanç ar pez a blijo gant Jesus da ober pe da lavarat. Cetu aze ar c'henta miracl. Jesus a vella an torfetour Malchus, cetu aze an eil. Peseurt impression a ray ar miraclou-se var Malchus hac e gonsortet? Tud barbar a vije en em gonvertisset, ar Judevien impi n'en em gonvertissont qet. Poan hor bije ous er c'hredi, ma ne veljemp qet ar memes aheurtamant ebars en dud di relijius eus an ol sieclou, Evidomp, profitomp eus an exempl a ro deomp hor Zalver, ha disqeuzomp ober vad d'ar re a ra pe a glasq ober droug deomp.



2. *Neuze Jesus a lavaras dezàn:* (da Bêr) *laqit ho cleze ebars er fouros, rac ar re en em zervicho eus ar c'hleze, a berisso dre ar c'hleze.* Ar setanç-se a so guir, abalamour ar pez a anonç amàn hor Zalver, a êrù ordinal. Netra muyoc'h comun eguet guelet o perissa dre ar c'hleze ar re a so en em zervichet eus ar c'hleze. J.-C. ne bermet deomp evit en em difen qen armou nemet an douçter, ar baciantet, ar garantez, ar zilanç hac ar beden. Gouscoude petra a reomp-ni? Noazout a rêr deomp, hac e fel deomp noazout; droug-prezeg a rêr ac'hanomp hac e troug-prezegomp; lavarat a rêr un injur, ur gomz choqant deomp, hac e rentomp injur evit injur, offanç evit offanç. Mes gonit a rimp-ni dre ar voyen-se? Nan, tenna a rimp calz a chagrin varnomp hon-unan; mes, hac e trec'hfemp hon adversour, hor victor a vè mezus ha dign a bunicion. Mar fel deomp caout ur victor sur ha glorius, laqomp ar c'hleze ebars er fouros, da lavarat eo, arêtomp an têod-se, mougomp an deziriou-se, ar gassoni-se; ha mar hon eus dija grêt un droug benac, reparomp-àn dre hor zoumission, hac o renta an ol zervichou mad a zepant ac'hanomp.

3. *Sònjal a rit-u ne allàn qet pedi va Zad, ha ne zigaçfe qet dìn var ar moment ouspen daouzec lejion a Ælez?* Jesus a zisq deomp petra eo e buissanç, evit hon avertissa penos en em livr d'e enemiet, nonpas dre zempladurez, mes dre garantez evidomp, hac evit accomplissa an dessenibu eus e furnez hac e vizericord. *Mes penos en em accomplisso ar Scritur, pa zeo ret ec'h érufe an traou evelse? Ha n'en eo qet ret ec'h efen ar C'halir en eus roet va Zad dìn da eva?* Hervez ar Scritur, ar C'hrist a dle souffr ha mervel. Ar zouffrançou hac ar maro eo ar C'halir a so roet dezàn gant e Dad, hac en receo a ra gant an ol respet : an oboissanç, ar garantez a zere ous Mab Doue.

Roit dìn ar c'hraç, ô va Zalver, da zouffr gant ar memes disposicionou ar poaniou eus va c'hondicion. Hennes eo ar C'halir a so presantet dìn gant ho Tad ha ganeoc'h; nan, ne zouffrìn qet e ve lamet a dre va daouarn : en eva a rìn betec al ly. Souffr a rìn pep tra aberz va breudeur, hep rezista, hep en em glêm. An dud a ra dìn souffr; mes c'houi, ô vá Doue, à gasti pe a exerç ac'hanòn dre zaouarn an dud. *Amen.*



## CCCX. MEDITACION.

*Jesus en em livr d'e adversourien.* Maze. 26. 55-56. Marc. 14. 48-51. Luc. 22. 52-53.

1. „ NEUZE Jesus, ous en em adressi da „ Brincet ar Vêleyen, da Officerien an Templ, „ ha d'ar re Ancien pere a oa deut evit en „ qemer, a lavaras dezo : deut oc'h amàn evit „ en em sezissa ac'hanòn evel eus ul laer, „ gant clezeyer ha bizier. „ Dont a rêr da guemer Jesus, evel ma teujet evit arêti ul laer, ur brigant, un adversour d'ar Relijion ha d'ar republiq. Goude un hevelep exempl, a betra ec'h al e Zisqibien en em glêm? *Bemdez e voan azeet en ho touez, oc'h instrui ebars en Templ, ha n'oc'h eus qet va arêtet.* Hanavezomp penos J.-C. en eus evitet fulor e adversourien, hac a so en em livret entre o daouarn, hervez ma zeo plijet gantàn; ha ma er goulenne an oboissanç a dleye d'e Dad, hac ar garantez en devoa evidomp. *Mes homàn eo oc'h heur c'houi.* An heur peini oc'h eus deziret qêyt amzer, heur maleurus evidoc'h, heur accordet deoc'h dre ur jujamant just eus an Otrou-Doue. *Ha puissanç an devalijen.* Pouar Satan, a beini

e viot ar vinistret. *Mes qementse ol a so éruet evit ma vezo accomplisset qement a so ebars er brofeciou.* Jesus eo ar fin eus a guement o deus scrivet ar Brofetet.

2. Moment maleurus, peini a ve accordet deomp evit pec'hi, abalamour d'hon dallidiguez ha d'hor maliç: Pouar maleurus, dre beini ec'h offançomp an Otrou-Doue, hac ec'h avançomp desseniou an ifern. Tevalijen maleurus, peini a c'hôlo torfejou an dud vechant, a guz ar vez oute evit un instant, a lam digante ar vel eus ar precipiç en peini en em dolont. Maleurus an hini en peini en em accomplis ar Scritur var ar pez a sel ar bec'herien; o excejou, ô c'haleder, o obstinacion betec ar fin, hac an tourmanchou a so reservet dezo. N'en òn-me qet, n'en òn-me qet bet, ne vezin-me qet eus an nombr-se? Giit, ô va Zalver, ma teuyo ar c'homzou terrubl-màn da inspira dim ur spont santel, d'am distrêy dious ar pec'het, ha d'am arêti var bord an abim.

3. *Neuze e ol Disqibien en abandonas hac a dec'has.* Ar gundu indign-se eus an Ebestel a oa bet anoncet gant ar Brofetet ha gant J.-C. e-unan. Goude-zé e ras dezo hanaout o zempladurez, hac avertissa a ra ac'hanomp eus



hon hini. Ober a ra deomp hanaout ar vertu eus ar Speret-Santel, peini en ur moment a chenchas an dud lach-se en tud qer courajus, ne oa muy capabl netra d'o sponta; ar pez a so ur breuven eus a virione ar Relijion. Ne aller qet soupçoni a c'hevier tud pere a bubli enfaç ar bed o zempladurez, o lachete, ar sujet eus o c'honfusion. Erfin ar gonservacion eus an Ebestel a so an effet eus a buissanç J.-C. Ne oa netra faciloc'h d'ar zoudardet eguet arêti an Disbibien assambles gant ar Mestr; netra muyoc'h important eguet distruja en un tol ar societe-se rac peini cheffou an nacion o devoa qement a aon. Mes distruja Ilis J.-C. ne màn qet en pouar au dud. Ar gomz-màn a J.-C.: *lézit ar remàn da vont*, a so ur gomz eternel. Hep dale e parisso an dud aonic-se, hac e vezint ar fondamant eus an Ilis, hac ar pillerou eus ar virione; netra ne vezo capabl d'o disçar. Piou ne hanavezo qet amàn labour an Otrou-Doue?

4. Mez un den yaouanq gant ul lincel hepqen var e g"ein, a heuille Jesus, hac en em sêzisjont anezàn. *Mes an den yaouanq ò veza lézet e lincel, a achappas en noaz a dre o daouarn.* Peguement a dud a so bet ar victi-

mou eus ô c'huriosite, o deus collet o repos, o madou, o inoçanç, o buez! J.-C. ne bermetas qet e vije dalc'het an den yaouanq-se, dre ne c'houlenne qet e souffrje den ebet dre an occasion anezàn. Mar en em gavomp en ur goal occasion benac, tec'homp prontamant; ha mar d'eo necesser, lêzomp hor mantel evel Joseph. Collomp pep tra ol qent coll buez ar c'hraç.

Ma vijen bet, ô va Jesus, en plaç an den yaouanq-se, e vijen en em livret va-unan evit ober compagnunéz deoc'h betec ar C'halvar, eurus da vervel dre an occasion ac'hanoc'h ha ganeoc'h! Mes petra a lavaràn, peguement en em dromplàn, mè peini am eus abandonet qen alies ho cos evit un henor vên, ur respet humen, un interest an distêra! Ne bermetit qet, ô Jesus, e ven pelloc'h qer lach. Grit ma souffrin gant joa qement am bezo da zouffr abalamour deoc'h. *Amen.*

## CCCXI. MEDITACION.

*Liamou Jesus.* Yan. 18. 12.

„ Ar zoudardet eta, ar c'habiten hac an „ dud cacet gant ar Judevien, a guemeras Jesus „ hac en amaras. „

1.



1. Penos e tougas Jesus e liamou. En em represantomp gant peseurt fulor en em dolas ar bleizi connaret-se var an Oan inoçant; gant peseurt nerz e stardjont ar c'herden gant perè en amarjont; en peguement a fêçoniou er chaschjont hac en disaschjont; peguen alies e rejont dezàn heurta ha coeza; gant peseurt crueldet en trainent pa vijé coezet, ha drè beguement a doliou er zavent. An injuriou, an insultou a responte ous ar grueldet... Mes penevert liamou ar garantez, peseurt nerz ô devije bet liamou enemiet J.-C.? O zorret en devije êzetoc'h eguet n'en devoa torret Samson e re. Ar garantez en eus-àn livret hac en dalc'h captif. O carantez, staguit ac'hanôn ous Jesus captif.

2. Liamou Jesus ô deus chadennet an doucsperet ha laqet ac'hanomp en liberte. Al leon furius-se ne al muy devori nemet ar re ô deus an diavistet da dostât outàn. Liamou Jesus a ra consolacion ar re a so dalc'het ebars e prisoniou ar justiç humen; pe int a so coupabl, pe int a so inoçant, ec'h allont en em justifia oc'h unissa ô chadennou gant re Jesus. Mes ispicial ar re a so arêtet ha prisoniet evit ar feiz, peseurt nerz ne dennont-int qet eus a

liamou o Mestr divin! Preferi a reont gant rêzon o chadennou da gurunennou ar Rouane. Liamou J.-C. a stag ac'hanomp ous an Otrou-Doue hac ous e zervich. Mes ouspen d'al liam indispansabl eus a Lezen Doue, peguemeut a dud eus an eil sex hac eguile o deus ajoutet liamou al evit beza unisset stardtoc'h gant J.-C.! Guelet a rêr anezo o renonç gant joa hac evit bepret d'o liberte, d'o madou, oc'h abandoni peb esperanç, o consarci o c'horfou d'ar binijen, oc'h ober ur brezel cuntinuel d'o speret ha d'o c'halon, o tremen o buez en antier ebars en un depandanç absolu ha cuntinuel. Eno e cavont ar guir liberte.

3. Dishenori a reomp liamou J.-C. pa refuzomp oboissa da Lezen Doue, accomplissa an obligacionou eus ar Gristeniach hac eus hor stad. Neuze e retornomp d'al liberte maleurus da beini hon devoa renoncet, hac en em angajomp adare ebars en esclavach mezus ha caled eus an drouc-speret. Dishenori a reomp c'hoas chadennou J.-C., pa refuzomp souffr ar poaniou a deu deomp aberz an dud, ha pere a so occasionou a bresant deomp J.-C. evit partaji e gaptivite. Al liamou a bresant deomp n'en int na qen anqenius na qen injust evel



ar re en eus douguet e-unan evidomp; ma rafemp erfat ar refleccion-se, hor befe mez ac'hanomp hon-unan hac eus hon lachete. Erfin, manqout d'hor vocacion, manqout da heuill ar speret eus hor stad, a so refus liamou J.-C., preferi an droublien eus a zervich ar bed, d'ar peoc'h eus a zervich an Otrou-Doue. C'hoas e refuzer liamou J.-C. pa ne sujer qet ar speret, an imajinacion, ar sqianchou, evit beza attantif ebars er beden ha fervant ebars en orêzon. Refus a rêr al liamou douç-se pere a unisfe ac'hanomp gant J.-C., evit en em livra d'ar speret a zissipacion; mes ar zec'hor, ar galeder a galon, an didevocion, ar remorzou memes pere a zantomp, a rent ac'hanomp maleurus en amzer ma tanva qement a real ur peoc'h delicius ebars en union gan. J.-C.

O va Zalver, me a fel din douçât ar boez eus ho liamou, o labourat gant ho craç da derri ar chadennou pere a stag ac'hanòn ous ar pec'het. C'houi a so libr ebars er gaptivite, ho carantez evidòn a zalc'h ac'hanoc'h; grit ma vezin libr va-unan o touguen hepqen ar chadennou eus ho carantez. *Amen.*

## CCCXII. MEDITACION.

*Conseill ar Judevien. Jesus intérojet.* Maze. 26. 59-63. Marc. 14. 53-61. Luc. 22. 54. Yan. 18. 13. 14. 19-24.

1. „ AR zoudardet eta o veza qemeret Jesus, „ er c'hunduas da guenta da di Annas, aba- „ lamour ma voa tad-caer da Gaiphas, peini „ a voa Bêleg-Bras er bloas-se; ha Caiphas „ a oa an hini en devoa roet avis d'ar Ju- „ devien penos e voa util e varvje un den „ evit ar bobl ol. Er c'hundui a rejont neuze „ da di Caiphas ar Bêleg-Bras, en pelêc'h „ e voa assamblet Princet ar Vêleyen, ar Scri- „ bet hac ar re Ancien. „ Cetu aze ar C'hon- seill impi ha cruel dirac peini e parissas evel ur c'hriminel ar Messi, Mab Doue, ar Barner eternel eus ar re veo hac ar re varo. En ober a eure evit repari an injustiç eus hor jujamanchou, ha disqi deomp souffr an dislealdet eus ar jujamanchou a zouguer en hon enep.

2. *Neuze ar Bêleg-Bras a intérojas Jesus var e Zisqibien ha var e Zoctrin.* N'en eus eta penn ebet a accusacion en e enep, e intêroji a rêr eta enep an ol reglennou. *Jesus*



*a respontas dezàn : comzet em eus en publiq, instruet em eus ebars er Sinagogou, hac ebars en Templ, en pelec'h en em assambl an ol Judevien, ha n'em eus lavaret netra en secret. Perac ec'h intérojit-u ac'hanòn? Intérojit ar re o deus va c'hlêvet, evit gouzout petra em eus lavaret dezo ; ar re-ze a oar petra em eus prezeguet.* Ar furnez a so libr ebars er gaptivite. Jesus a gomz amàn evel ma comze ebars en assambleou en pere e voat bet charmet eus e Zoctrin, hac en pere en evoa rentet mud ar re en em c'hra hirio e varnerien, mes pere n'o deus c'hoas netra da respont dezàn. O furnez eternel, evelse e confontit an injustiç betec ebars en hoc'h humiliacionou, e consolit ar re a so persecutet abalamour d'ar virione.

3. *Evel m'en devoe comzet evelse, unan eus an Officerien, peini a oa eno presant, a roas dezàn ur façad, en ur lavarat : hac evelse e respontit d'ar Bêleg-Bras?* Ur façad! penos ne voe qet dizec'het var an instant an dorn temerer-se! Penos ne oe qet dêvet ar maleurusse gant ar foulti! Penos ne oe qet abimet sal ha palès Caiphas, Jerusalem en antier! O Majeste adorabl, souffr a rit qementse evit

repari ar c'hrim eus va orgouill, disqi dìn an humilite, arêti va c'hlêmou ha va murmurou. *Jesus a respontas dezàn : Mar em eus comzet fal, disqeuzit ar pez em eus lavaret a zroug; mes mar em eus comzet erfàt, perac em scoit-u ?* Jesus a respont evit rêy da hanaout d'e varnerien ha d'ar bed en antier penos biscoas comz enep d'ar rêzon ne oa sortiet eus e c'hinou ; evit disqi deomp penos hep manqout a respet d'ar re o deus an otorite, e tleomp en em justifia gant douçter, pa ve intêresset ar Relijion ebars er c'halomni a beini e zomp an objet. Mes perac ar Presidant hac ar Varnerien ne lavaront-int netra var an outrach a rêr d'an hini a so dirac o zribunal? Dre o zilanç ec'h approuvont an injustiç hac ar goel-drêtamant. Adoromp en qement-màn ol furnez ha paciantet hor Zalver, ha qemeromp-e evit reglen eus hor c'hundu.

4. *Gouscoude Princet ar Vêleyen hac ar C'honseill ol a glasqe un desteni fos enep da Jesus, evit en livra d'ar maro; mes ne gavjont qet, petra benac ma voa en em bresantet calz a destou, rac calz a rê deposicionou fos en e enep, mes an deposicionou-se ne oant qet suffisant.* Pilat hepqen a alle ebars



en Jerusalem condaon Jesus da vervel var ar Groas; o livra Jesus dezàn, e voa necesser caout testeniou capabl da obteni ar setanç a zeziret; mes ebars er guevier memes ne gavet qet ar voyen da drompla ar Gouarner Romen. Cetu aze petra a zizespere ar Varnerien injust. *Erfin en em bresantas daou falstest, pere a zougas enep da Jesus ar falstesteni-màn : clêvet hon eus-àn o lavarat : me a el distruja Templ an Otrou-Doue hac en adbatissa en tri devèz. Me a zistrujo an Templ batisset gant dorn an dud, hac en tri devez ec'h adbatissìn un al peini ne vezo qet grêt gant dorn an dud. Ha gouscoude an desteni-se ne oa qet suffisant c'hoas.* Jesus n'en devoa qet lavaret : *me a el distruja, me a zistrujo*, mes *distrujit, pe distruja a rêfot.* Jesus en devoa anoncet dre ar c'homzou-se penos e vije distrujet e gorf, da lavarat eo, e vije laqet d'ar maro ; hac er memes amzer mac'h accomplis ar Judevienar pez a oa bet anoncet gant hor Zalver, ec'h oppozont dezàn e brediccion. Evelse dre o maliç memes e contribuont da zesseigniou an Otrou-Doue. An testeniou-se ol ne gontantent qet ar C'honseill ; ne oe grêt uzach ebet anezo dirac Pilat.

5. *Neuze ar Béleg-Bras, o sevel en e za en creiz an assamble, a intérojas Jesus, hac a lavaras dezàn : ne respontit netra d'ar pez a zisclèry an dud-màn enep deoc'h? Mes Jesus a vire ar silanç ha ne respontas netra.* Jesus ebars èr brefeciou a so comparajet ous un Oan mud dirac an hini a so ous en touza : cetu aze ar pez a accomplis dre e zilanç dirac Caiphas, hac e furnez a baris ebars en e zilanç evel ebars en e gomzou. Petra en devije lavaret Jesus d'an testou? Declaracion an eil a oa control da zeclaracion eguile; hac an daou en em accorde ne lavarent netra a guement a vije a gonseqanç ebet; petra en devije lavaret d'ar Bêleg-Bras, a beini ar gassoni, ar fulor hac an injustiç a oa hanat d'an ol? Pa vezimp accuzet injustamant gant an dud, imitomp ar zilanç a Jesus evit meritout ar pardon eus hor pec'hejou, pere a accuz ac'hanomp gant qement a justiç dirac an Otrou-Doue.

Roit din ar c'hraç, ô va Zalver, da imita oc'h exempl. Grit ma tetestin ar maxim qer comun ebars er bed, mes qen opposet d'an Aviel, penos e zeus injuriou ha ne aller qet da zupporti, a bere e tleer tenna venjanç. O peguen bras e parissit din ebars en ho



silanç, peguen eloqant! An oraclou oc'h eus prononcet, ar miraclou oc'h eus grêt pa gomandec'h d'an avel, d'ar môr, d'an drouc-sperejou, d'ar c'hlénvejou, d'ar maro, n'o deus qet prouvet ho Tivinite en ur fêçon muyoc'h sansibl eguet ma ra hirio ho paciantet. Roit din, ô Jesus, ar memes vertu. *Amen.*

## CCCXIII. MEDITACION.

*Eil intérogacion a Jesus. Jujet eo dign a varo.*

Maze. 26. 63-66. Marc. 14. 61-64.

1. « HA Prinç ar Vêleyen ous en intêroji » un eil guech, a lavaras dezàn : me ho conjur » dre an Doue beo da lavarat deomp ha c'houi » a so ar C'hrist, Mab an Doue beniguet. » Pel a so en eus disclêryet Jesus penos é zeo ar C'hrist, Mab Doue; prouvet en eus dre e œuvrou penos ar galite-se a apparchant outàn. Mes Caiphas a glasq tenna eus a c'hinou Jesus ur rêzon benac evit e accuzi, pa n'o deus an testou fournisset moyen ebet. Cetu aze e valiç, hac evit he golo, an hipocrit a implich an Hano adorabl eus an Otrou-Doue.

2. *Jesus a respontas dezàn : ia, beza e zòn, mes disclérya a ràn deoc'h ouspen penos e*

*velfot Mab an Den peini a gomz ouzoc'h, azeet en tu deo da buissanç Doue, peini a deuyo var ar goabren eus an én.* Jesus a ouie penos ar respont a yê da ober, a vije occasion d'e varo; mes an Hano a Zoue, implijet gant un impi memes, a ra dezàn comz, ha dre eno e tisq dcomp penos e ranqer, evit côvessât ar feiz, exposi ha sacrifia ar vuez, mar en em gaver en occasion. Jesus ebars en e respont simpl ha modest a zisqeuz ar C'hrist en antier ebars en e bersonach. En disqeuz a ra ebars en humiliacionou hac er zouffrançou, hac ar Judevien a accomplis presantamant ar pez a so bet anoncet gant ar Brofetet var ar sujet-se; ha qerqent e tisclêry penos ar memes Judevien hac ar bed-ol er guelo ebars en e c'hloar, en e buissanç hac en e Vajeste, hervez m'o deus anoncet an oraclou divin. Credi a ràn, ô va Zalver, qement a zisclêryit d'ar Judevien; oc'h adori a ràn ebars en oc'h humiliacionou, ha gortos a ràn an deiz demeus ho cloar. Ebars en deiz terrubl-se, ne laqit qet ac'hanòn en renq oc'h enemiet; mes evit ma vezìn etouez ho servicherien fidel, ho caràn hac e fel din ho carout bepret.

3. *Neuze ar Bêleg-Bras a frégas e zillad,*



*en ur lavarat: blasfémet en eus; petra hon eus-ni ezom a destou? Perac clasq c'hoas testou? Clévet oc'h eus ar blasfém; petra a zònjit-u? Hac ol e lavarjont: dign eo a varo.* Frêguit ho tillad, Pontif indigu! ne dremeno qet an deiz ne vezo frêguet ive ar voal eus an Templ, evit simifia penos Bêleguiach Aaron hac ar zacrifiçou eus a Lezen Moyses a so finisset, evit rêy plaç d'ar Vêleguiach royal hac eternel eus ar guir Melchisedech, ha d'an Hosti pur, peini a ya da veza imolet gaeoc'h, ha peini a vezo offret goude-se d'an Otrou-Doue, nonpas ebars en un Templ pepqen, mes ebars en ol 'vroyou eus an douar bete fin ar bed. Jujamant ar Pontif hac ar C'honseill a so injust hac impi. Goude m'en eus disclêryet Jesus penos e zeo ar Messi, ma n'er c'hreder qet, e tleer examina ar guestion; mes decidet eo dre œuvrou Jesus; ar blasfêm eta hac an injustiç a so aberz ar re a damal ar c'hrimse da Jesus.

Cetu c'houi eta, ô va Zalver, jujet dign a varo gant ar C'honseill eus ho nacion! Ar Brofetet o devoa en anoncet, ha cetu accomplisset ar brofeciou! O Jesus, petra a oc ho santimanchou pa glêvjot an accord-se a voeziou

pere ho condaone? Accepti a rejoc'h gant joa an arêt terrubl-se, miret a rejoc'h ar silanç, en em offr a rejoc'h d'ho Tad dre garantez evidomp. Ah! peseurt carantez ne dleàn-me qet deoc'h! Me a verite ar maro, mes va maro ne oa qet dign da véza offret d'ho Tad, ha da appezi e justiç. Appliqit dìn eta, ô Jesus, ar meritou eus ho Passion hac ho Maro. *Amen.*

## CCCXIV. MEDITACION.

*Jesus outrajet en ti Gaiphas.* Maze. 26. 67-68. Marc. 14. 65. Luc. 22. 63-65.

1. « Neuze e cranchjont en e vizach. « Jesus o veza bet jujet dign a varo, a oe abandonet d'ar goardou, d'ar zoudardet ha d'al liqizien, pere a ras dezàn a bep seurt outrajou. An hini qenta a oe cranchat en e vizach, ar pez a so ar brassa merq a zisprizanç a aller da rêy da un den. En em gavet a el un insolant benac evit ober an outrach-se da un den al; mes ur vanden dud occupet o cranchat ous bizach un den, ous en em divertissa eus un hevelep insult, cetu aze ar pez ne oa bet biscoas guelet. Qementse a oa bet anoncet gant Isaï a c'hoarveze gant ar Roue a c'hloar, ha



J.-C. e-unan, o comz eus e Bassion, en devoa merqet ar circonstanç-se. Mes penos en eus deurveet an Otrou-Doue humilia e Vab, ha penos ar Mab en eus-àn deurveet beza humiliet betec ar poent-se? Abalamour an excès-se, peguen estranch benac ma zeo, n'eo qet parisset re vras evit repari hon orgouill, hon revolt enep d'an Otrou-Doue. Ma n'en devije qet J.-C. souffret evidomp an humiliacionou-se, hon orgouill, evel hini an droucsperejou, a vije bet punisset dre ur gonfusion eternel. Peguement eta e tleomp carout an hini en eus anduret qementse evidomp, ha peguement e tleomp dezirout beza humiliet gantàn, evit obteni dre e veritou ar pardon eus hon orgouill!

2. *Hac ar re en dalc'hè, en insulte ous er sqéy. Darn a roe dezàn toliou dorn, darn al façadou.* Sqêy a rêr var Jesus a bep tu ha dre-ol, var e gorf, var e vizach, var e benn: pepini a sel evel un henor rêy an toliou rusta. An trêtamant barbar-se ne finisso nemet gant an nos. Mes, ô Jesus! ancouêt oc'h eus-u antieramant ho cloar hac ho Majeste? Petra a zònjo ac'hanoc'h ar jeneracionou da zont, pa glêvint penos e zoc'h bet outrajet, hep

m'oc'h eus digoret ho qinou evit en em justifia pe evit en em giêm? Ia, ar bed a oar peguement e zoc'h bet humiliet, hac evit petra. Hon orgouill ne alle beza effacet nemet dre an humiliacionou oc'h eus anduret, hor c'hlêmou injust nemet dre ho silanç! Meritet oc'h eus ive deomp an nerz da zupporti pep tra abalamour deoc'h, evit caout lod ebars er gloar e peini e zoc'h curunet ebars en ên, ha peini a bartajit gant ho servicherien fidel, dious m'o deus partajet oc'h humiliacionou, ha m'o deus-e supportet gant ur baciantet, ur zilanç, un humilite interior muyoc'h conform d'oc'h hini.

3. *Hac e laqjont ur voal var e vizach, hac e lavarent : devin, Christ, devin piou en eus scòet ac'hanout; hac e lavarent dezàn c'hoas calz a draou al o vlasfémi.* Laqat a rêr avichou ur voal var daoulagad un torfetour, evit ne velo qet ar suppliç da beini e zeo condaonet; mes en em zervicha eus ar voyense dre goaperez ha dre insult, evit sqêy ha goal-drêti gant muy a grueldet; qementse a oa reservet evit J.-C., ar zantelez dre natur, peini a oa deut da zatisfia evit an injuriou a bere e zomp coupabl en qever ar Vajeste divin. Ar Profet en devoa anoncet e vije diframmet e



varo hac e vlêo, ha ne aller qet doueti ne oe ajoutet ar grueldet-se da guement a real. An Aviel ne ro qen detaill nemet ar pez hon eus rapportet; aoüalc'h a lavar evit ober deomp compren demeus ur c'hostez penos ne allet qet ober muy a insolanç hac a outrach da Jesus, ha demeus ur c'hostez al penos Jesus ne alle qet souffr gant muy a humilite hac a baciantet. Mes ne ancouaomp qet penos e zomp, qercoulz hac ar Judevien, coupabl eus an outrajou-se, pa zomp en em retiret eus e bresanç evit pec'hi gant muy a liberte, hac hep moder.

O va Jesus, ho conjuri a ràn dre ar baciantet infinit gant peini oc'h eus supportet ar re a laqe ar vanden infam-se var ho taoulagad, ha gant peini oc'h eus va zupportet va-unan; ho conjuri a ràn da lemel ar vanden em eus laqet var va daoulagad ha var va c'halon; dizoloit din ho pizach hac ho taoulagad divin, evit ma hanavezin ho polonte zantel, ho carantez immanç evit ar re en em gonvertis, a gar, hac a imit ac'hanoc'h; ha ma toujin ar goler diremed peini a exercit var ar re a deu da abuzi betec ar fin eus an dreistmuzur eus ho madelezou. *Amen.*

## CCCXV. MEDITACION.

*Pec'hèt S. Pêr.* Maze. 26. 58-69-74. Marc. 14. 54. 66-72. Luc. 22. 56-60. Yan. 18. 15-18. 25-27.

1. „ En heuill a rê a ziabel. „ Pêr, pelec'h e zit-u? Ancouêt oc'h eus-u en eus lavaret ho Mestr deoc'h penos ne allec'h qet en heuill brêmàn, mes en heuilljac'h un deiz? Hep dale e quittaer Jesus, pa n'en heuiller nemet *a ziabel.* Ma zafe un den presomptuus refleccion varnezàn e-unan dre ar fêçon m'en em bresant d'an danjer, ec'h hanavfe penos e red d'en em gol: *evit guelet ar fin a guement-màn ol.* Mes, Pêr, lavaret en eus ho Mestr deoc'h penos e vije crucifiet ha laqet d'ar maro, hac e ressuscitje an drede deiz. Petra a fel deoc'h-u da c'houzout ouspen? O curiosite maleurus, peini a ra deomp ancouât ar guirioneou ar muya important! Tud yaouanq, c'hoant oc'h eus da c'houzout petra eo ar bed? Ar Scritur en disq deoc'h. Ar bed a so adversour d'an Otrou-Doue, e vadou a so fos, e blijadurezou criminel. Passionou, troublien, chagrin, remorzou, dizesper, cetu aze ar bed; hac ar fin a so ordinal



ordinal ur maro hep pinijen, peini a gundu d'ar suppliçou eternel; ha c'houi a ranqo guelet evit credi?

2. *Mes Simon-Pêr a heuille Jesus, hac un Disqib al gantàn; hac evel an Disqib-se-a oa hanavezet gant ar Pontif, ec'h antreas ebars er porz er memes amzer gant Jesus, mes Pêr a chomas ermès en qichen an nor. Neuze an Disqib al-se, peini a oa hanavezet gant ar Béleg-Bras, a zortias, hac a gomzas ous ar borzierez peini a ras da Bêr antren.* An Disqib al gant peini Pêr en evoa heuillet Jesus, a antreas abalamour ma voa hanavezet gant ar Pontif; mes o compren penos ne oa qet a assuranç eno evit un Disqib da Jesus, e sortias. Pêr, peini a oa chomet ermès, el lec'h pellât, en em obstinas da antren, hac a gavas ar voyen d'en ober. Gant peseurt aheurtamant e clasqomp en em gol! Nac avertissamanchou an Otrou-Doue, nac an disprizanç en eus ar bed evidomp, nac an exempl eus an dud just, nac ar maleur eus ar bec'herien, netra ne al arêti hor bresompcion, hac en em gollomp.

3. *Pêr o veza antreet ebars en interior, betec ebars en porz ar Béleg-Bras, en em*

*zalc'he azeet gant ar zervicherien. Mes an dud-se o veza alumet tân en creis ar porz, a azeas en e guichen, ha Pér a oa ive en o mesq en qichen an tân, hac a dome evit guelet ar fin a guement-màn ol. Pér o veza ous traòn ebars er porz, ar zervicherez-se eus ar Bêleg-Bras, peini a evessae an nor, o veza er c'honsideret, a lavaras : hemàn a oa ive gant an den-se; ha da Bér e lavaras : n'en oc'h-u qet unan eus a Zisqibien an den-se? E voac'h ive gant Jesus ar Galileen.* Pêr, spontet dre an denonciacion-se en peini n'en evoa qet sònjet, n'en evoe qet amzer da zeliberi na d'en em hanaout; ne velas qen moyen nemet an infidelite, hac *e renonças Jesus dirac an ol, en ur lavarat : greg, n'en hanavezàn qet, n'en òn qet* eus e Zisqibien, *ne ouzòn qet petra a lavarit.* Cetu aze eta an effet eus a brotestacionou Pêr! Petra e zomp-ni, ô va Doue, pa abandonit ac'hanomp deomp honunan? Pêr, an Disqib-se qer fervant, a so traitour, renegad, nonpas dirac an tribunalion, nonpas dre ar vel eus an tourmanchou hac ar maro, mes dre voez ur vreg, ur vatez, dirac tud pere n'o deus otorite ebet, ne reont gourdrouz ebet. N'en eus eta qen assuranç nemet



ebars en humilite, o pedi hac o tec'hel dious an occasion.

4. *Neuze e yas ermès ebars en antre, hac ar c'hoq a ganas. Evel ma voa ous an nor evit sortial, ur vatez al er guelas, hac e lavaras d'ar re a oa eno : hemàn a oa ive gant Jesus a Nazareth. Hac un nebeut goude un al o sellet outàn, a lavaras : c'houi a so ive eus an dud-se. Mes Pér a oa en e za o tòma. Lavarat a rejont dezàn eta : n'en oc'h-u qet ive unan eus e Zisqibien? Hac er nac'has un eil guech, o lavarat dre le : n'en òn qet, ne hanavezàn qet an den-se.* An hini da beini an Otrou-Doue en eus revelet Divinite e Vab, a guemer Doue da dest penos ne hanav qet ar Mab-se. Ne aller qet coeza a huelloc'h hac en donnoc'h abim. Piou benac, goude ar pec'het qenta, ne drec'h qet an ol difficulteou evit sortial eus ar goal occasion, a goezo er pec'hejou al bepret brassoc'h, abalamour an dentacion hac ar passionou a grea, hac an nèrz a ya var diminui.

5. *Var dro un heur goude, un al eus a dud ar Beleg-Bras, qar d'an hini a beini Pér en evoa troc'het ar scouarn, a assuraç ar memes tra, en ur lavarat : hemàn a oa*

*certen gantàn, rac Galilean eo. Ha n'em eus qet guelet ac'hanoc'h ebars er Jardin? Un nebeut goude, ar re a oa eno a avanças hac a lavaras dezàn : beza e zoc'h certen eus an dud-se, rac ho langach a ra handout ac'hanoc'h... Galileen oc'h. Pér en nac'has c'hoas ur vech, hac en em laqas da ober drougpedennou ha da lavarat en ur douet : Ne hanavezàn qet an den-se a beini e comzit dìn. Ne ouzòn qet petra a lavarit. Er memes instant evel ma comze c'hoas, ar c'hoq a ganàs evit an eil guech.* Ah! Peguer buan e coezer en crimou bepret grevussoc'h, pa en em obstiner da chom ebars en occasion! Cetu comzou J.-C. accomplisset ebars en o ol circonstançou; cetu promessaou Pêr vên ebars en o ol boentchou. Cetu discaret ar c'hrea piller eus an Abostolach. Cetu torret ar men var beini e tle an Ilis beza batisset. O nacionou, ô sieclou, bezit avertisset eus ar zempladurez humen, eus a necessite ar c'hraç. Piou a allo repari ar mèn-ze, ar piller-ze? An hini en eus anoncet penos e vije torret ar men ha discaret ar piller.

O Jesus, o condaon pec'het ar c'henta eus oc'h Ebestel, en em gondaonàn va-unan. Pet



guech em eus bet ar maleur d'en imita! Mes goude beza en imitet ebars en e bec'het, e fel dìn en imita ebars en e binijen. *Amen.*

## CCCXVI. MEDITACION.

*Pinijen S. Pér.* Maze. 26. 75. Marc. 14. 72. Luc. 22. 61-62.

1. „ HAC an Otrou o veza distroet, a zellas „ ous Pêr. „ Ah! pec'her, credi a rit penos Jesus a vel hac a glêo ac'hanoc'h; guelit ive eta Jesus, nonpas armet evit ho punissa evel ma veritit, mes oc'h asten e zivrec'h evit ho receo, mar qarit retorn outàn. Ar sel a ras Jesus var Bêr, a oe evel ur flam tân peini a selêrâs e speret, a domas hac a gonsumas e galon. O pec'her! peguêyt so e màn Jesus o sellet ouzoc'h, ous ho solicita da guittât an hent eus ar pec'het evit antren ebars en hent ar vertu! Sònjit penos ar sel a Jesus a ray oc'h eurustet eternel, ma respontit ous ar c'hraç. Ar bed a sel ouzoc'h ive, mes ne sel ouzoc'h nemet evit ho col; disprizit eta e sellou, ha n'en em occupit nemet eus ar sel trugarezus eus ho Salver.

2. *Neuze Pér en evoe memor eus ar gomz-*

*màn lavaret dezàn gant e Vestr : qent m'en devezo canet ar c'hoq diou vech, em renonçfot teir guech.* O sònjezon c'hoëro, mes peini a oe ar zourcen eus ur gonfusion saluter! Comzou J.-C. a so accomplisset en egard da Bêr. En em accomplissa a rint en egard d'an ol; en credi a reomp, mes n'en eo qet aoüalc'h; ret eo medita bemde ar c'homzou-ze, hac ober anezo ar reglen eus hor c'hundu.

3. *Hac o veza sortiet, e scuillas daelou c'hoëro.* Pêr a zisqeuz ar sincerite eus e binijen, o sortial eus an occasion. Sorti necesser. Pêr o veza grêt an experianç trist eus e zempladurez, ne velas qen moyen a zilvidiguez evitàn nemet o tec'hel. Ne zònjas qet mont d'en em brosterni ous treid e Vestr evit goulen pardon digantàn, na chom etouez domestiqet Caiphas evit lemel ar scandal en evoa roet, evit repari e infidelite dre ur gôvession jenerus, hac effaci, mar bije necesser, dre ar sacrifiç eus e vuez, al lachete eus e renonciou. Ideou vên, digareou fos eus un ene, peini a gred beza convertisset, en amzer ma chom tost d'an objet peini a so bet cos d'he c'hrimou. Ret eo comanç dre zortial; an traoù al a vezo grêt en o



amzer. Sortiomp eta evel Pêr, mar fel deomp assurât hor c'honversion hac hor pinijen. Sorti difficil evit an hini n'en eo nemet anter convertisset. Pêr, goude e guenta renonci en evoa sònjet sortial; grêt en evoa un effort, un demarch benac; mes retorn a eure, adfeill a eure, hac e fotou diveza a oe grevussoc'h c'hoas eguet an hini guenta. An hini a zisqeuz caout poan o quittât an occasion, ne ra nemet comanç he c'huitât, a el beza assuret penos n'en eo qet convertisset c'hoas; hep dale e vezo guelet oc'h adfeill, hac an eil abim a vezo donnoc'h eguet an hini qenta. Sorti êzet evit an hini a so convertisset antieramant. Pêr a fellas dezàn sortial goude e guenta renonci; comanç a eure, ha ne êchuas qet. Goude e eil renonci ne zònjas muy memes sortial, ha nebeutoc'h en devije sònjet c'hoas goude an drede, penevert ar sel trugarezus eus e Vestr divin. Mes goude ar sel-se e sortias pront hac hep difficulte. Pa ve convertisset mad ur pec'her, ne ve qet ret en exorti da evita an occasion, tec'hel a ra diouti gant horrol. Ti maleurus, en peini ne dleyen biscoaz beza antreet; compagnunez peini ne dleyen biscoaz beza hanavezet; ho

quittât a ràu evit biqen ; da james e viot evidòn ur sujet a gueuz hac a zaelou.

4. *A oelas.* Pêr a zisqeuz ar sincerite eus e binijen dre e zaelou. Daelou pront. Qerqent ha ma sellas Jesus outàn, e sortias, ha qerqent ha ma voe sortiet, e comançàs da oela. Allas! me n'em eus qet comancet c'hoas ; abaoue qement a amzer ma offançàn an Otrou-Doue, abaoue qement a amzer ma c'halv an Otrou-Doue ac'hanòn, n'em eus qet c'hoas disqeuzet va glac'har dre va daelou. Daelou Pêr a oe c'hoëro, abalàmour m'o devoa evit objet an Otrou-Doue hac ar grevustet eus an offanç grêt d'e Hano. Alies e oeler qent ar vez hac ar suitou eus ar pec'het, eguet ar pec'het memes hac an offanç grêt d'an Otrou-Doue. An daelou a scuillas Pêr, o veza sortiet eus a borz Caiphas, ne oent nemet ar c'homançamant eus ar re a scuillas epad e vuez en antier. Rapporti a rêr anezàn penos qenlies guech ma clêve ar c'hoq o cana, e scuille daelou abondant. Peguen lies a objet a alfe digaç memor deomp eus hon offançou, ha neveât hep-ces hor glac'har, ma rafemp attancion dezo, ha ma ve hor c'halon qer penitant evel hini Pêr! O sònjal en comzou Jesus,



Pêr a gonsidere gant peseurt douçter e voa bet avertisset, gant peseurt presompcion en evoa rezistet, gant peseurt lachete en evoa nac'het Jesus, gant peseurt madelez en evoa sellet Jesus outàn er moment memes mac'h ajoute an drouc-pedennou d'an draitouriach ha d'al leoudouet fos. Ne allomp qet goela, a lavaromp alies, ne allomp qet ober orêzon. Ah! cetu amàn ur zourcen a zaelou digoret deomp gant S. Pêr; cetu amàn ur sujet solid a veditacion cuntinuel; sònjomp er graçou hon eus recevet digant Doue, sònjomp en hon infideliteou, en nombr, er grevusted, er circonstançou eus hor pec'hejou; en mizericord un Doue offancet, peini a so bet ar c'henta ous hor c'hlasq, ous hor guervel, oc'h offr deomp ar pardon, ous hor c'honsoli.

5. Recompanç eus a binijen Pêr. Pêr ebars en Ilis J.-C. a so ar Chef eus ar beç'herien, ar Chef eus ar benitantet, ha gouscoude ar Chef eus an Ebestel, eus ar Bastoret, ar Viqel a J.-C. var an douar. Pêr, var moez ur borzierez, en eus renoncet e Vestr, ha Pêr a so etablisset gant e Vestr Porzier an Ên ha dispancer e denzoriou. E bec'het n'en eus-àn qet ampechet da c'houarn an Ilis, d'he cimanti

gant e hoad. Sempladurez Pêr memes he deus servichet evit gloar Doue. Ar Speret-Santel hepqen en eus roet qement a nerz hac a gonstanç d'an hini peini dirac ur vatez en evoa renoncet e Vestr qêyta ma voa beo, ha qazi dindan e zaoulagad, ha peini, goude maro ar memes Mestr, a rent un testeni glorius dezàn dirac ar Pontif hac ar C'honseill. Pêr en eus grêt pec'hejou, calz a bec'hejou, ar brassa pec'hejou, hac en eus bet adare ol amitie e Vestr, a retorn d'e vocacion, hac a respont gant fidelite d'e zestinacion huel. En em gonsolit eta, pec'herien, noc'h eus netra da zonja, nac aberz J.-C., goude ar pez en grêt evit S. Pêr, nac aberz ar Bastoret a bere ar Chef a so bet sempl, infidel, mechant eveldoc'h. Disqi a reont gant J.-C. hac e Viqel, beza douç ha trugarezus en andret ar bec'herien. Ar binijen a rento deoc'h ar c'hraç ha an ol veritou ho poa acquisitet aroc ar pec'het. En despet d'ho pec'het, ec'h allit beza qer caret gant an Otrou-Doue evel diaguent, renta dezàn qement a c'hloar, parveni d'ar memes perfeccion evel pa n'ho pefe qet pec'het. Ho pec'het memes a el beza evidoc'h ur voyen hac ur rêzon da c'hlorifia muyoc'h



an Otrou-Doue, da avanç muyoc'h ebars er vertu, ha d'en em antreteni ebars en ur ferveur peini marteze n'o pije qet bet, ma n'o pije qet hanavezet ho sempladurez dre ho pec'hejou.

O Abostol bras, disqit deomp profita eveldoc'h eus hon infideliteou, repari an amzer, assurât hor vocacion dre an œuvrou. Obtenit deomp ar c'hraç da oela eveldoc'h dre ur c'heuz jenerus, gant ur gonfusion santel hac ur gonfianç humbl. Obtenit deomp daelou evel a scuilljoc'h, evit comanç goelc'hi hor fot, o c'hortos he effaci dre ho Coad. Obtenit ma reparimp hor follentezou, ous o goela bemdez betec ar maro. *Amen.*

## CCCXVII. MEDITACION.

*Eil Conseill ar Judevien. Jesus jujet dign a varo.* Maze. 27. 1. Marc. 15. 1. Luc. 22. 66-71.

1. „ QERQENT ha ma voe deiz, Princet ar „ Vêleyen, gant ar re Ancien hac ar C'honseill „ en antier, a zeliberas assambles enep da „ Jesus evit en livra d'ar maro. Hac o veza „ grêt digaç Jesus d'an assamble, e lavarjont „ dezàn : mar doc'h ar C'hrist, lavarit deomp. „

Ar Cheffou ebars en eil assamble-màn o deus desseign da rêy un nerz neve d'ar pez a oa grêt ebars en hini guenta, evit renta condaonacion Jesus muyoc'h hervez ar form abalamour d'ar bobl, hac evit caout moyen da zetermina Pilat d'en condaon ive d'ar maro. Jesus ne respont qet directamant d'o c'hestion; ar pez a lavar a zizolo dezo o c'hrim, hac a vije bet capabl d'o c'honvertissa, ma ne vijent qet bet qer caledet.

2. *Hac e respontas dezo : mar en lavaràn deoc'h, n'em c'hredfot qet; ha ma intérojàn ac'hanoc'h, ne respontfot qet, ha n'em lezfot qet da vont. Mes ac'haine Mab an Den a vezo azeet en tu deo da buissanç Doue.* Hanaout a ràn fonç ho calonou; guelet a ràn peguen determinet oc'h da nonpas credi. N'en eus nemet tri devez em eus oc'h intérojet, ha noc'h eus deurveet na respont, na renonç d'ar gassoni oc'h eus ouzìn. Obstinet oc'h da ober dìn mervel, ha ne viot qet contant qen ho pezo accomplisset ho tesseign. Mes eus ar chadennou-màn gant pere e zon dalc'het, dious ar Groas ous peini e vezìn staguet, eus ar bez en peini e vezìn laqet, eus ar bed-màn e zìn da azea var drôn an Ol-C'halloudus, ha



da guemer en tu deo d'am Zad ar plaç a so dleet d'am guinidiguez ha d'am oboissanç. Ar c'homzou-se a dleje beza sclasset o c'halonou, hac o miret da drempa o daouarn ebars en goad un Doue, o scuill goad un den peini ebars er gaptivite a gomze gant qement a fermete hac a c'hrandeur, hac a beini ar maro injust ne alle qet manqout da denna varnezo venjançou an êu ar muya terrubl. N'hon eus-ni qet qement a rêzon da zouja jujamanchou Doue evel ar Judevien? Mes n'en omp-ni qet qer caledet hac int!

3. *Neuze e lavarjont ol : beza e zoc'h eta Mab Doue. Respont a eure dezo : er lavarat a rit, beza e zòn. Var se e lavarjont : petra hon eus-ni ezom a desteni al, pa hon eus-àn clévet ni hon-unan eus e c'hinou?* Qemer ar galite a Vab da Zoue dre natur, a so ur blasfêm ebars an hini da beini n'eo qet dleet ar galite-se. Mes da Jesus e zeo dleet; ar Scritur Sacr, an Ilis en disq deomp; amàn er c'hlêvomp eus a c'hinou J.-C. e-unan; ne zeziromp netra ouspen.

Ia, ô Jesus, var ho testeni e rentàn deoc'h va homajou evel d'ar guir Doue, d'ar memes Doue gant an Tad hac ar Speret-Santel. Evelse

ho considerin ebars en ho Passion en antier. Nac oc'h humiliacionou, nac ho tourmanchou, nac ho maro, ne ziminuint en netra ar feiz ferm em eus ennoc'h. Grit ma vezo ive qen ardant va c'harantez en oc'h andret. *Amen.*

## CCCXVIII. MEDITACION.

*Jesus livret da Bilat.* Maze, 27. 2. Marc. 15. 1. Luc. 23. 1. Yan. 18. 28.

„ Hac an assamble ol o veza savet, e cun- „dujont Jesus garotet, eus a di Gaiphas da „ bales Ponç-Pilat, o Gouarner, hac en laq- „jont entre e zaouarn. „

1. Eu peseurt stad e zeo cunduet Jesus? Cunduet eo da guenta evel captif. Cetu c'houi eta, ô Jesus, en pouar oc'h enemiet! Cetu c'houi trec'het, amaret, captif! Ia, cetu c'houi trec'het, mes dre ho carantez; cetu c'houi amaret, mes dre hor pec'hejou; cetu c'houi captif, mes eus oc'h oboissanç. D'an eil, evel criminel. Petra a zònjo ar bobl ac'hanoc'h, pa ho quelo garotet dirac ar Gouarner Romen? Ho miraclou a vezo sellet evel tromplerezou an drouc-speret, ho comzou evel blasfêmou enep d'an Otrou-Doue; tremen a refot evit ar



mechanta den a so bet biscoas var an douar. O Doue a zantelez, en peseurt stad e parissit-u dirac daoulagad an dud! Ah! me eo ar c'hriminel, me a verit an ol gonfusion hac an ol dourmanchou. Disqit din souffr ar poaniou eus ar vuez ha disprizanç an dud, evit effaci dre ho meritou ar pec'hejou a velit ennòn. D'an drede, evel victim. Er galite-se e consider ho Tad ac'hanoc'h; er galite-se en em lezit oc'hunan da veza trêinet dre ar ruyou a Jerusalem. O victim pur, ô victim santel, peguef dign oc'h eus an Otrou-Doue, peguer capabl da satisfia evit ar pec'hejou! Mes pebes carantez oc'h eus evidomp pa ra deoc'h souffr trêtamanchou qen indign! Peseurt carantez ne dleomp-ni qet deoc'h?

2. Gant piou e zeo livret Jesus, hac evit petra? Da guenta ar Judevien a livras Jesus da Bilat evit contanti o c'hassoni hac o fulor. Suppliç ar Groas a oa an diveza, ar c'hruella hac ar muya infam etouez ar Romanet. Dre ar Suppliç-se e fel d'ar Judevien e varvfe Jesus; pep suppliç al a barisse re douç evitàn. Cetu livret Jesus, esperi a reont beza contantet. Evit angaji ar Gouarner da ober crucifia Jesus, ne espernint na guêvier, na gourdrouzou, na

goal bedennou. A betra n'en eo qet capabl calonou pere en em abandon d'ar gassoni! D'an eil, Jesus en em livr e-unan evit contanti e garantez. Jesus en eus caret ac'hanomp, a so en em livret evidomp, ous en em offr d'e Dad evel un hosti a c'hoez agreabl. Gallout a reomp eta lavarat gant an Abostol : beva a rân ebars ar feiz a Vab Doue, peini en eus va c'haret, hac a so en em livret e-unan evidòn. O feiz, ô carantez, rënit da james var va speret hac ebars em c'halon! Doue a livr Jesus evit repari e c'hloar. Doue offancet a alle condaon an dud coupabl d'an tân eternel, evel m'en evoa condaonet an drouc-ælez. Mes en lec'h imoli ac'hanomp d'e justiç, en eus imolet e Vab propr, peini en eus rentet dezàn muyoc'h a c'hloar eguet ne oa bet lamet digantàn dre ar pec'het, ha n'en devije gallet da brocuri dezàn ar suppliç eternel eus an ol dud.

Ah! pebes carantez oc'h eus bet evidomp, ô va Doue, da veza roet deomp ho Mab evit miret ne berisjemp dre ur maro eternel, hac evit ober deomp beva eus ur vuez eternel! Petra a dle beza hor c'harantez evidoc'h, ô Doue qer mad, evidoc'h, ô Salver qer trugarezus! Grit dìn, ô Jesus, conservi ebars em c'halon



c'halon ar memor eus ar garantez-se, evit ma vezo ar princip hac ar fin eus va ol accionou. *Amen.*

## CCCXIX. MEDITACION.

*Maro maleurus a Judas.* Maze. 27. 3-10.

1. " NEUZE Judas, peini en devoa trahisset " Jesus, o velet e voa bet condaonet, a oe " touchet a gueuz, hac e tigaças an trêgont " pez arc'hant da Brincet ar Vêleyen ha d'ar " re Ancien eus ar Bobl, en ur lavarat : pec'het " em eus o livra goad ar Just. Hac ò veza " tolet an trêgont pez arc'hant ebars en Templ, " en em dennas, hac o veza êt a goste en " em grougas, hac o veza crevet dre greiz e " gorf, e coezas e antraillou var an douar, " Judas en eus qeuz d'e bec'het, abalamour d'ar suitou eus e bec'het, ha nonpas abalamour d'an offanç en eus grêt d'an Otrou-Doue. Un den injust a so dizoloet, un den venjançus a so entre daouarn ar justiç, ul libertin a so decriet dirac an ol; ar seurt tud-se peurvuya o deus qeuz, nonpas da veza offancet Doue, mes da veza collet o reputacion, o madou, pe o liberte. Pinijen Judas. Ar gôvession a

ra Judas eus e bec'het a so edifiant en apparanç; mes ar pez a ra goude a zisqeuz penos e gôvession ne deu qet eus ur galon contristet hac humiliet dirac Doue, mes eus ur speret orgouillus, depitet da veza grêt un dra qer mezus. N'en eus qet muy a verit o renta an arc'hant a oa bet ar recompanç eus e grim. Detesti a ra an objet-se eus e bassion; mes e galon n'en em dro qen ous an Otrou-Doue. Caer hon eus côvessât hor pec'hejou, en em gondaon hon-unan, quittât ar pez a so bet an occasion pe ar frouez eus hor pec'het, ma ne retornomp qet ous Doue dre ur gontricion sincer, ne reomp nemet ur binijen fos, pinijen Judas.

2. *En em grougas...* An drouc-speret en evoa cuzet ous Judas an enormite eus ar c'hrim pa oa c'hoas da gometi; ur vech ma zeo cometet, en represant en ur fêçon qen euzus, ne al qet Judas esperi e ve pardon evitàn. Ah! perac, oc'h hanaout ar grevusted eus e bec'het, n'en eus-àn qet hanavezet an etandu eus a vizericord ar Mestr en eus livret! Perac, evel Pêr, n'en eus-àn qet consacret ar rest eus e vuez d'ar binijen, e gonfusion he devije grêt e c'hloar, Doue en devije pardonet dezàn,



bet e vije meulet ebars en Ilis, ha curunet ebars en êu!.. O va Doue, va fec'hejou a so bras hep muzur, hac en meur a fêçon e zòn coupaploc'h eguet Judas. Mes mar fel d'an drouc-speret va douguen d'an dizesper, e respontìn penos ho mizericord, ô va Zalver! a so brassoc'h eguet va fec'hejou. Ar gonfusion em eus tennet varnòn dirac an dud, a offràn deoc'h evel ul lod eus va finijen, evel ur voyen da evita ar gonfusion eternel em eus meritet. Seul-vrassoc'h eo va fec'hejou, seul-vuy ec'h henoràn ac'hanoc'h dre va esperanç. Ma ne esperfen qet ennoc'h, ar pec'het-se a ve brassoc'h eguet ar real assambles, àbalamour ma zoc'h an Tad a vizericord hac an Doue a bep consolacion.

3. Ar Vêleyen *a respontas: qementse ne sel qet ac'hanomp; oc'h affer c'houi eo. Mes Princet ar Vêleyen o veza destumet ar peziou arc'hant, a lavaras: n'en eo qet permetet o laqat ebars en tenzor, abalamour ma zint ar priz eus ar goad. Ha goude beza deliberet ha dalc'het conseill, e prenjont gante parq ur poder, evit servichout da entêri an estranjourien. Abâlamour dà se ar parq-se à so hanvet c'hoas hirio*

*Haceldama, da lavarat eo, Parq ar Goad. Neuze en em accomplissas ar pez a oa bet lavaret gant ar Profet Jeremi : Recevet o deus an trégont pez arc'hant, pere a oa ar priz eus an hini a so bet laqet en priz, hac a beini o devoa grêt marc'had gant Bugale Israël; hac e zint bet roet evit prena parq ur poder, evel m'en eus-àn ordrenet dìn an Otrou.* Ar Judevien a so indifferant var ar goad eus a Jesus, peini, adalec ar vuez-màn, a vezo venjet varnezo bete fin ar bed. Evit heuill an tradicionou humen, ne fellas qet dezo laqat ebars en tenzor an Templ an arc'hant rentet gant Judas. Mes ebars en o deliberacion o deus contribuet, hep ma vouient, da zesseniou an Otrou-Doue. Ar parq prenet gant arc'hant Judas evit servichout da entêri an estranjourien, a so test da james penos Judas en eus hanavezet e grim hac ar zantelez eus e Vestr. Ouspen, ar prena hac an destinacion eus ar parq-se, a so an accomplissamant eus ur brofeci peini a verq an ol detaill eus ar pez a c'hoarvez amàn, ha n'en em gav accomplisset en occasion al ebet.

Grit, ô va Doue, ma hanavezo ar Judevien penos o deus accomplisset, nonpas ar pez



a oa ordrenet dezo ebars er Scritur, mes ar pez a oa ordrenet d'ar Brofetet da anonç dezo. Grit n'en em scandalizint muy eus a humiliacionou, a zouffrançou, a varo ar Messi, pa velont e voant anoncet ebars er Scritur; grit ma hanavezint dre eno ar c'hrim o deus cometet, ha ma profitint eus ar goad o deus scuillet. Grit dìn da viana ar c'hraç da bratiqa santelamant ur Relijion prouvet Divin dre guement a desteniou qer patant. *Amen.*

## CCCXX. MEDITACION.

*Antretien Pilat gant ar Judevien.* Luc. 23-2. Yan. 18. 28-32.

1. „ Evite ne antrejont qet ebars er palez, „ gant aon o veza deut impur, ne aljent qet „ dêbri ar Pasq. „ Da lavarat eo, ar victimou a vije imolet epad ar seiz devez eus ar Solemnite, rac an Oan Pascal a oa dêbret en deiz diaroc. Guelet a reomp amàn an exempl eus ur fos devocion, peini en eus aon d'en em souilla oc'h antren en un ti dre necessite, ha n'he deus qet aon d'en em souilla o c'houlen maro un den just hac inoçant.

2. *Pilat a zortias evit comz oute, hac e*

*lavaras : a beseurt crim ec'h accusit-u an den-se? Respont a rejont dezàn : ma ne vije qet an den-se un torfetour, n'hor bije-àn qet digacet deoc'h.* Pilat en eus ar gomplezanç da zortial evit comz eus ar Judevien ; hac ar pez a c'houlen digante a so simpl ha rêzonabl. Mes ar Judevien o deus disfianç eus o c'hos, hac a fel dezo beza credet var o guir. *Pilat a lavaras dezo : qemerit-àn c'houi oc'hunan, ha barnit-àn hervez ho Lezen.* Evel pa en devije lavaret : pa en hanavezit evit coupabl, barnit-àn hervez ho Lezen, n'en em oppozàn qet da guementse ; evidòn ne fel dìn ha ne allàn er c'hondaon hep en barn, nac en barn hep gouzout a betra en accuzer, hac hep examina an accuzacionou. Ar barner payen-se a ra amàn scôl vad d'ar Judevien, d'ar varnerien ha d'ar bed ol.

3. *Ar Judevien a respontas dezàn : n'en eo qet permetet deomp laqat den d'ar maro. Evit ma vije accomplisset ar pez en evoa lavaret Jesus, pa en evoa merqet a beseurt maro e varvje.* Ar Judevien o deus diou rêzon d'en em adressi da Bilat ; n'eo qet permetet dezo laqat den d'ar maro epad ar Goueliou Pasq ; a lec'h al e fel dezo e ve crucifiet Jesus,



hac ar suppliç-se ne oa qet ebars en o Lezen. Daou dra da remerqi amàn : da guenta ar Judevien pere o devoa rezolvet, er c'homançamant, ne vije qet laqet Jesus d'ar maro epad ar Goueliou, gant aon n'en em revoltje ar bobl, a chench bremàn a avis, abalamour m'en em bresant un occasion favorabl. D'an eil, ar Judevien a accomplis ar pez a oa bet anoncet gant J.-C., penos e varvje var ur Groas. O Jesus, ho prediccionou ne allont qet manqout, adori a reomp ho sclêrijen eternel.

4. *Hac e comançjont d'en accuzi, en ur lavarat : cavet hon eus an den-se o touguen hon nacion d'ar revolt, o tifenpêa an tribut da Cesar, o lavarat e zeo Roue hac ar C'hrist.* Biscoas Jesus n'en evoa prezeguet nemet an oboissanç ; decidet en evoa e tleyet pêa an tribut ; achapet e oa an amzer ma fellas d'ar bobl en ober Roue ; an têir accusacion guenta eta a so fos, an ol er goar. Lavaret ha prouvet en eus Jesus penos e zeo ar C'hrist anoncet ebars er Scritur. O veza Christ, e zeo Roue evit guir, mes e Rouantelez ne al rêy disfianç ebet da Cesar, ne al qet troubli ar gouarnamant temporel.

O Jesus, oc'h hanaout a ràn evit ar C'hrist,

evit ar Messi. Appliqit din, ô va Zalver, ar meritou eus ho Passion; grit ma tisqìn supporti injustiçou lijer, o velet penos ne refusit qet supporti injustiçou qer bras abalamour din. *Amen.*

## CCCXXI. MEDITACION.

*Jesus intêrojet gant Pilat.* Maze. 27. 11. Marc. 15. 2. Luc. 23. 3-4. Yan. 18. 33-38.

1. „ PILAT o veza eta antreet ebars er Pre„touer, a ras digaç Jesus dirazàn. Ha Jesus „o veza deut, Pilat en intêrojas en termeniou„màn, hac a lavaras dezàn : C'houi a so „Roue ar Judevien? „ Pilat a intêroch Jesus var ar poent hepqen peini a barisse eus ur gonseqanç benac. *Jesus a respontas dezàn : lavarat a rit-u an dra-se ac'hanoc'h oc'hunan, pe e zeo real o deus-àn lavaret deoc'h ac'hanòn?* Jesus a gondaon dre eno ar Judevien da veza cacet da dribunal ur payen ar goz ar muya sacr hac ar muya important eus ar Relijion, da lavarat eo, an anaoudeguez eus ar Messi. *Pilat a repliqas dezàn : ne ouzoc'h-u qet erfat penos me n'en òn qet Judean? An dud eus ho Nacion ha Princet ar*



*Vêleyen o deus livret ac'hanoc'h entre va daouarn. Petra oc'h eus-u grêt?* Respont Pilat a sinifi penos ec'h intêroch Jesus en qalite a varner, hac a varner choazet gant an nacion hac ar Vêleyen. *Jesus a respontas dezàn : va Rouantelez n'en eo qet eus ar bed-màn. Ma vije va Rouantelez eus ar bed-màn va sujedi o devije combatet evit miret ne goezjen entre daouarn ar Judevien ; mes va Rouantelez n'en eo qet eus an draouyen-màn.* Ma ne gomprenas qet Pilat petra a oa Rouantelez J.-C., e velas da viana penos ne dleye caout aon ebet rac ar Rouantelez-se. Ar stad en peini e voa Jesus, hac ar fêçon m'en em leze da veza trêtet, ne anoncent qet ur Roue eus ar bed-màn. Lavaromp evel Jesus, qercoulz ebars er blijadur hac ebars en henoriou, evel ebars en affliccionou hac en humiliacionou : va Rouantelez n'en eo qet eus ar bed-màn, beza em eus ur Rouantelez al en peini ar madou a so pur, immanç, eternel.

2. *Pilat a lavaras dezàn : Beza e zoc'h eta Roue? Jesus a respontas dezàn : En lavarat a rit, Roue e zòn. Evit se e zòn ganet, hac e zòn deut er bed-màn, evit renta testeni d'ar virione. Piou benac agar ar virione, a entent*

evit ar Messi. Appliqit dìn, ô va Zalver, ar meritou eus ho Passion; grit ma tisqìn supporti injustiçou lijer, o velet penos ne refusit qet supporti injustiçou qer bras abalamour dìn. *Amen.*

## CCCXXI. MEDITACION.

*Jesus intêrojet gant Pilat.* Maze. 27. 11. Marc. 15. 2. Luc. 23. 3-4. Yan. 18. 33-38.

1. „ PILAT o veza eta antreet ebars er Pre„ touer, a ras digaç Jesus dirazàn. Ha Jesus „ o veza deut, Pilat en intêrojas en termeniou„ màn, hac a lavaras dezàn : C'houi a so „ Roue ar Judevien? „ Pilat a intêroch Jesus var ar poent hepqen peini a barisse eus ur gonseqanç benac. *Jesus a respontas dezàn : lavarat a rit-u an dra-se ac'hanoc'h oc'hunan, pe e zeo real o deus-àn lavaret deoc'h ac'hanòn?* Jesus a gondaon dre eno ar Judevien da veza cacet da dribunal ur payen ar goz ar muya sacr hac ar muya important eus ar Relijion, da lavarat eo, an anaoudeguez eus ar Messi. *Pilat a repliqas dezàn : ne ouzoc'h-u qet erfat penos me n'en òn qet Judean? An dud eus ho Nacion ha Princet ar*



*Vêleyen o deus livret ac'hanoc'h entre va daouarn. Petra oc'h eus-u grêt?* Respont Pilat a sinifi penos ec'h intêroch Jesus en qalite a varner, hac a varner choazet gant an nacion hac ar Vêleyen. *Jesus a respontas dezàn : va Rouantelez n'en eo qet eus ar bed-màn. Ma vije va Rouantelez eus ar bed-màn, va sujedi o devije combatet evit miret ne goezjen entre daouarn ar Judevien ; mes va Rouantelez n'en eo qet eus an draouyen-màn.* Ma ne gomprenas qet Pilat petra a oa Rouantelez J.-C., e velas da viana penos ne dleye caout aon ebet rac ar Rouantelez-se. Ar stad en peini e voa Jesus, hac ar fêçon m'en em leze da veza trêtet, ne anoncent qet ur Roue eus ar bed-màn. Lavaromp evel Jesus, qercoulz ebars er blijadur hac ebars en henoriou, evel ebars en affliccionou hac en humiliacionou : va Rouantelez n'en eo qet eus ar bed-màn, beza em eus ur Rouantelez al en peini ar madou a so pur, immanç, eternel.

2. *Pilat a lavaras dezàn : Beza e zoc'h eta Roue? Jesus a respontas dezàn : En lavarat a rit, Roue e zòn. Evit se e zòn ganet, hac e zòn deut er bed-màn, evit renta testeni d'ar virione. Piou benac a gar ar virione, a entent*

*va mocz.* Penos e sclavoump-ni moez J.-C. ? Renta-a reomp-ni testeni d'ar virione dre hor c'homzou ha dre hon œuvrou? *Pilat a lavaras dezàn : Petra eo ar virione? O lavarat ar c'homzou-se, Pilat a zortias c'hoas evit comz ous ar Judevien, hac e lavaras da Binicat ar Vleyen ha d'ar bobl : Ne gavàn crim ebet ebars en den-màn.* Ar providanç a gonserv parfetamant da Jesus ar gloar eus e inoçanç. An traitour qenta gant peini e voa bet livret, en evoa en disclêryet just; e zivezà barner en disclêry inoçant.

O Oan hep souillurien, ô sourcen a bep justiç! en em rejouissa a ràn o velet e zeo hanavezet oc'h inoçanç. Guelet a rêr penos e zeo evit pec'hejou an dud e souffrit, penos e zeo evit silvidiguez ho tênved e roit ho puez. Roit dìn ar c'hraç da zouffr ganeoc'h, evit rën ganeoc'h *Amen.*

## CCCXXII. MEDITACION.

*Silanç Jesus dirac Pilat.* Maze. 27. 12-14. Marc. 15. 3-5.

1. „Jesus o veza accuzet gant Princet ar Vê„leyen hac ar re Ancien en calz a cheffou,



„ ne respontas netra. Pilat eta ous en intêroji „ a neve, a lavaras dezàn : ne glêvit-u qet pe„ guement a destenion en em zao enep deoc'h? „ Ne respontit netra? Guelit a beguement a „ draou ec'h accuzer ac'hanoc'h! Mes Jesus ne „ respontas c'hoas netra. „ Jesus a viras ar silanç, abalamour an accusacionou neve no oant na muyoc'h fondet, na muyoc'h prouvet. Jesus dre e zilanç en eus satisfiet evit hor pec'hejou a gomzou, evit hon excuzou vên, hor justificacionou fos, hor murmurou, hor c'hlêmou pa vezomp accuzet, evit hor pec'hejou pa accuzomp ar real pe en guir pe en fos, evit ar boan a reomp d'hon nessa, ar gaou a reomp ous e reputacion. Trugarecaomp hor Zalver da veza dre e zilanç reparet hor fotou, ha goulennomp outàn ar c'hraç da imita e exempl.

2. *En ur féçon ma oa ar Gouarner en un admiracion ar brassa.* Jesus a vire ur zilanç leun a c'hrandeur, a dranqilite, a zouçter, en presanç enemiet furius, pere a c'houlenne e varo, hac e varo var ar Groas. Ar Gouarner ne squize qet ous er c'hontempli, hac e admiracion a gresqe bepret. Evidomp, n'en em gontantomp qet da admira silanç Jesus, hana-

vezomp ar rêzoniou hon eus d'e imita. Qenta rêzon : An occasion a guementse en em bresant bemdez, aliessoc'h eguet bemdez. Blam, repren, accuzi a rêr ac'hanomp, ober a rêt goab ac'hanomp, bor c'hontrolia a rêr; ma n'en omp oblijet da gomz, ar pez a so rar, imitomp zilanç Jesus. An hini, eme S. Jacqes, ne bec'h qet dre an têod, a so parfet; ar zilanç eo an assura moyen d'en em viret ous ar pec'hejouse. Eil rêzon : ar zilanç a so êzet da viret. Ma ne allomp qet imita Jesus en e gomzou, en e accionou, en e zouffrançou ol, ec'h allomp da vizna tevel eveltàn. Ma ne imitomp qet Jesus en un dra qer facil, en petra e vezimp-ni e imitatoret, penos en em laqimp-ni en renq e Zisqibien, peseurt lod a allimp-ni da bretanti en e recompançou? Teirvet rêzon : An dignite a Gristenien da zouten, an exempl vad da rêy, pec'hejou da effaci, graçou da veritout.

Grit, ô va Doue, ne zigorìn va guinou nemet evit interest ho quirione zantel, da beini e tleàn renta testeni, ma virìn ar zilanç qerqent ha ne vezo qet necesser comz; mac'h adorìn, ebars er peoc'h a ro ar zilanç, ho cundu bepret fur, ha bepret just; ha mac'h



imitìn ac'hanoc'h en creis injustiçou an dud pere en em zavo enep dìn. *Amen.*

## CCCXXIII. MEDITACION.

*Jesus cacet a di Bilat da di Herodes, hac a di Herodes da di Bilat.* Luc. 23. 5-12.

1. « Mes Princet ar Vêleyen hac ar bobl » a guntinuas gant ardeur, en ur lavarat : dou» guen a ra ar bobl d'ar revolt dre an Doctrin » a fen ebars er Judee en antier, adalec ar » Galilee, en pelec'h en eus comancet, betec » amàn. « Guevier hanat. Pep tra a so tranqil, an ol a so soumetet ebars er c'hæriou, er bourqou, er vilajennou, en pere en eus parisset Jesus, qen en Galilee, qen en Judee. *Pilat o clêvet henvel ar Galilee, a c'houlennas hac én a oa Galileen. Hac o veza goüet e voa eus a juridiccion Herodes, en caças da Herodes, peini a oa ive en deiziouse en Jerusalem.* Pilat a gaç Jesus da Herodes evit en em diambarrassi dious ar gos-se; aon en eus e ranqo mont enep d'ar justiç dre gomplesanç evit ar Judevien, pe da zisplijout d'ar Judevien, o souten ar justiç. Mes ebars er circonstanç-se e trahis ar justiç, pa n'he zouten

qet. Carout a rêr an henor, mes manqoût a rêr eus ar gourach necesser ebars er c'hargou bras. Carout a rêr ar justiç, mes ne c'houlenner qet sacrifia ar repos evit he renta. Carout a rêr muyoc'h estim an dud eguet ar vertu. Gant an disposicionou-se ne fot nemet un occasion evit col ar barner ar muya sclêrijennet, ar muya just, evit en renta disleal ha cruel.

2. *Herodes o velet Jesus, en devoe ur joa vras, rac pel a oa e tezire er guelet, abalamour m'en devoa clévet lavarat calz a draou anezàn, ha mac'h espere er guelet oc'h ober ur miracl benac.* Herodes a ziguemeras Jesus gant joa, gant dezir hac esperanç. Joa vên, contanti e guriosite hep antren ennàn e-unan, hep dezir ebet da brofita a bresanç Jesus evit e zilvidigues. Dezir inutil, grêt en evoa Jesus miraclou ebars en e C'houarnamant, ha n'en evoa qet prizet ober ur gamed evit er guelet, gant aon hep douetanç da zishenori e galite, ha da dremen evel nebeutoc'h fur eguet m'en em estime. Esperanç impi da velet miraclou evit soumeti œuvrou an Otrou-Doue d'e examin ha d'e jujamant. *Ober a eure dezàn eta calz a guestionou, mes Jesus ne respontas netra dezàn. Princet ar Vêleyen hac ar Scribet*



*a oa presant, hac a zalc'he d'en accuzi crea ma allent.* Herodes, al louaru fin-se, hervez ma voa bet galvet gant hor Zalver, en eus caer trey ha distrey, adversourien Jesus o deus caer crial; da guementse ol Jesus ne respont guir ebet. Silanç Jesus a so ar buniçion eus an orgouill, ar bresompcion, ar gorrupcion a galon, an impiete. Peguement a so c'hoas hirio dallet evel Herodes, caledet evel ar Judevien! Pa reproche Jesus dezo en fonç o c'halon an dizurzou qenta eus ur yaouanqis libertin, e respectent c'hoas ar Relijion; abaoue m'o deus, dre an nombr bras eus o c'hrimou, evel forcet J.-C. da devel, e sellont ar Relijion gant disprizanç.

2. *Mes Herodes gant ol dud e Bales en disprizas, hac o veza dre go apérez grêt guisqa dezàn ur zé venn, e ras en caç adare da Bilat.* Cetu aze an huella degre a furnez Herodes hac e gourtisanet, insulti furnez an Otrou-Doue, tremen ha trêti Jesus evel ur fol. Jesus a lêzas guisqa dezàn ar zê-se, evit condaon da james furnez hac estim ar bed, evit disqi deomp penos e tleomp o zellet ni hon-unan. *Hac adalec an deiz-se memes, Herodes ha Pilat a deuas da veza mignonet,*

*eus a adversourien e voant diaguent.* En em accordi a rejont, hervez langach ar Profet, enep d'an Otrou-Doue hac e Grist, hac o daou o devoe ar memes punicion tamporel, o veza exilet, Pilat er guær a Vien, hac Herodes er guær a Lyon. Mes an amitie entre Herodes ha Pilat a oa un imach demeus an union a dleye Jesus da broculi entre ar Judevien hac ar Jentilet dindan ar memes Lezen.

O Jesus, grit din estimout ha carout ar pez a so follentez dirac daoulagad ar bed, mes ur guir furnez dirac ho taoulagad c'houi, ha dirac daoulagad ar re o deus lod ebars en ho sclêrijen divin. *Amen.*

## CCCXXIV. MEDITACION.

*Jesus laqet en comparéson gant Barrabas.* Maze. 27. 15-20. Marc. 15. 6-11. Luc. 23. 13-17. Yan. 18. 38-39.

1. „ PILAT eta o veza assamblet Princet ar „ Vêleyen, an otoriteou hac ar bobl, a lavaras „ dezo : presantet oc'h eus an den-se din „ evel un den peini a zoug ar bobl d'ar revolt; „ gouscoude, o veza en intêrojet dirazoc'h, „ n'em eus-àn cavet coupabl a hini eus ar c'hrimou



„ c'hrimou a bere en accuzit. Herodes e-unan „ n'en eus-àn qet cavet coupabl; rac cacet „ em eus ac'hanoc'h dezàn, hac e velit penos „ n'en eus-àn qet trêtet evel un den a verite „ ar maro. „ Cetu eta hanavezet inoçanç Jesus gant e zaou varner, e accuzerien eta o deus-àn calomniet; Barner just, Gouarner Romen, grit ho tever, punissit ar c'halomni, rentit justiç d'an inoçanç. *E zàn eta da ober en castia, ha neuze en lézìn da vont.* Castia piou? An hini a zisclêryit inoçant? Ia, evelse e coma ur Barner instruet mad, un den peini en eus an ol otorite entre e zaouarn. Jesus en permet evelse, evit beza an exempl hac ar gonsolacion eus e zervicherien. Hanavezet e vezo o inoçanç, persuadet e vezor eus o fidelite, eus o zoumission, ha gouscoude ar varnerien a brononço e zeo ret o funissa.

2. *Mes ar c'hustum a oa e telivrje ar Gouarner da Voüel Pásq ur prisonier, an hini a vije goulennet gant ar bobl.* Ar prisonier-se a vije delivret en memor eus a zelivranç Pobl an Otrou-Doue demeus an Ejypt, a zelivranç bugale an Hebreanet dious an Æl peini a exterminas bugale an Ejypcianet, ha ne rê droug ebet d'an Hebreanet, abalamour o dorojou a

oa ruziet gant Goad an Oan Pascal. Delivranç Pobl an Otrou-Doue eus an Ejypt, conservacion bugale an Hebreanet dre ar vel eus a Oad an Oan Pascal, a represante delivranç ar bed ol eus a esclavach an drouc-speret, dre Oad ar guir Oan Pascal, hor Zalver J.-C. Hac ar memor eus ur mister qer bras a so celebret dre zaouarn ur payen! O peguen admirabl eo Providanç an Otrou-Doue!... *Beza e oa neuze ur prisonier brudet bras, hanvet Barrabas, peini a oa ul laer, ha peini a oa bet laqet er prison gant rebellerien al, abalamour m'en devoa lazet un den ebars en ur revolt.* Ar pec'her bras-se a represante an ol bec'herien. Doue a ya d'o laqat en comparêzon gant e Vab; ar bec'herien a vezo preferet, delivret; ar Mab a vezo imolet; hac ar Mab adorabl-se en em livro evit ar bec'herien d'an tourmanchou ha d'ar maro ar c'hruella. Ha me a el caout ar feiz eus ar mister-se, ha nonpas carout un Doue qer mad, ur Zalver qen trugarezus! O carantez divin, consumit va c'halon, rënit ebars em ene, possedit ac'hanòn ebars en amzer hac ebars en eternite!

3. *Ar bobl eta o veza savet* (en Pales ar Gouarner) *a gomançaş da c'houlen ar pez a*



*accorde bepret dezo. Pilat a lavaraş dezo: peini a fel deoc'h a zelivrfen deoc'h, Barrabas pe Jesus, peini a so leshanvet ar C'hrist? Ne gavàn crim ebet en hemàn. Mes ar c'hustum eo ma telivrfen deoc'h ur c'hriminel da Voüel Pasq. Ha c'houi a fel deoc'h eta e telivrfen Roue ar Judevien? Rac gouzout a rê erfat penos Princet ar Véleyen ò devoa en laqet dre anvi entre e zaouarn.* Pilat a gredas an occasion mad dious e zesseign; comz a ras en faveur Jesus; mes cometi a rê en e enep ar brassa injustiçou. Gouzout e voa livret dre anvi, ha nonpas en difen, nonpas en laqat en liberte! Pebes lachete! Pebes crim! En laqat en comparêzon gant ul laer, ur revoltet, ur muntrer! Pebes abominacion! O barner indign eus an hano-se! Jesus o veza inoçant n'en devoa ezom nac a Voüél Pasq, nac a voez ar bobl, nac eus ar c'hustum; ne fote nemet ur barner just ha ferm en ho plaç.

4. *Mes evel ma voa azeet var e dribunal, e bried a gaças da lavarat dezàn: n'en em vellit qet ebars er pez a sel ar Just-se, rac souffret em eus calz var e zujet ebars en un ure am eus bet.* An avertissamant a deue a

propos, mes Pilat ne brofitas qet eus un dra peini a dleje beza grêt qement a impression varnezàn, ha rêy qement a nerz d'ar rêzoniou al en evoa dija da zelivra Jesus. *Mes Princet ar Vêleyen hac ar re Ancien a bersuadas d'ar bobl goulen Barrabas ha col Jesus, ober en laqat d'ar maro.* Pobl maleurus! cetu ase da betra en eus cunduet ac'hanout da neglijanç da brofita eus a instruccionou da Zalver, da gomplezanç o selaou mestrou pere a zisprizes er c'homançamant, a bere e hanavezes an anvi hac ar valiç, hac a bere e qemeres bremàn ar zantimanchou, evit consomi ur c'hrim peini n'o devije qet gallet da êchui hep-out.

Allas! pet guech n'em eus-me qet bet ar maleur da rêy ar breferanç d'ar bed ha d'an drouc-speret varnoc'h, ô Jesus! Peguer bras eo bet va dallidiguez; peseurt despet ne dleànme qet da gaout ouzòn va va-unan! Qemerit c'hoas possession ebars en ur galon peini a dleje bepret beza bet fidel deoc'h, ha ne bermétit qèt e laqfe birviqen ac'hanoc'h en comparêzon gant ar grouadurien. *Amen.*



## CCCXXV. MEDITACION.

*Ar Bobl a c'houlen ma vezo delivret Barrabas ha crucifiet Jesus.* Maze. 27. 21-23. Marc. 15. 12-14. Luc. 23. 18-23. Yan. 18-40.

1. „ Hac oc'h adqemer ar gomz, e lavaras „ dezo: peini eus an daou a fel deoc'h a ve „ delivret? Ar bobl ol en em laqas da grial: „ Laqit hemàn d'ar maro, ha leusqit Barrabas. „ Ul laer preferet d'ar Just dre excelanç! Ur rebeler preferet d'an Doue eus ar peoc'h! Ur muntrer preferet d'ar zourcen eus ar vuez! *Pilat peini en evoa bolonte da zelivra Jesus, o foursuivas a neve, hac a lavaras dezo: petra a fel deoc'h-u e rafen eus a Roue ar Judevien, peini a so leshanvet ar C'hrist?* Pilat, ne ouzoc'h qet petra da ober eus a Jesus! roit-àn din, me a oar petra a rin gantàn. Bemdez en offrin d'e Dad evel ar victim eus va fec'hejou, evel ar mediator eus va reconciliacion. Dreisàn e trugarecain Doue eus ar graçou em eus recevet, hac e c'houlennin graçou neve. Ober a rin anezàn an deliçou eus va c'halon, va magadurez, ar gonsolacion eus va exil, ar zouten hac ar boneur eus va

propos, mes Pilat ne brofitas qet eus un dra peini a dleje beza grêt qement a impression varnezàn, ha rêy qement a nerz d'ar rêzoniou al en evoa dija da zelivra Jesus. *Mes Princet ar Vêleyen hac ar re Ancien a bersuadas d'ar bobl goulen Barrabas ha col Jesus, ober en laqat d'ar maro.* Pobl maleurus! cetu ase da betra en eus cunduet ac'hanout da neglijanç da brofita eus a instruccionou da Zalver, da gomplezanç o selaou mestrou pere a zisprizes er c'homançamant, a bere e hanavezes an anvi hac ar valiç, hac a bere e qemeres brèmàn ar zantimanchou, evit consomi ur c'hrim peini n'o devije qet gallet da êchui hep-out.

Allas! pet guech n'em eus-me qet bet ar maleur da rêy ar breferanç d'ar bed ha d'an drouc-speret varnoc'h, ô Jesus! Peguer bras eo bet va dallidiguez; peseurt despet ne dleàn-me qet da gaout ouzòn va va-unan! Qemerit c'hoas possession ebars en ur galon peini a dleje bepret beza bet fidel deoc'h, ha ne bermètit qet e laqfe birviqen ac'hanoc'h en comparêzon gant ar grouadurien. *Amen.*



## CCCXXV. MEDITACION.

*Ar Bobl a c'houlen ma vezo delivret Barrabas ha crucifiet Jesus.* Maze. 27. 21-23. Marc. 15. 12-14. Luc. 23. 18-23. Yan. 18-40.

1. „ Hac oc'h adqemer ar gomz, e lavaras „ dezo: peini eus an daou a fel deoc'h a ve „ delivret? Ar bobl ol en em laqas da grial: „ Laqit hemàn d'ar maro, ha leusqit Barrabas. „ Ul laer preferet d'ar Just dre excelanç! Ur rebeler preferet d'an Doue eus ar peoc'h! Ur muntrer preferet d'ar zourcen eus ar vuez! *Pilat peini en evoa bolonte da zelivra Jesus, o foursuivas a neve, hac a lavaras dezo: petra a fel deoc'h-u e rafen eus a Roue ar Judevien, peini a so leshanvet ar C'hrist?* Pilat, ne ouzoc'h qet petra da ober eus a Jesus! roit-àn dìn, me a oar petra a rìn gantàn. Bemdez en offrìn d'e Dad evel ar victim eus va fec'hejou, evel ar mediator eus va reconciliacion. Dreisàn e trugarecaìn Doue eus ar graçou em eus recevet, hac e c'houlennìn graçou neve. Ober a rìn anezàn an deliçou eus va c'halon, va magadurez, ar gonsolacion eus va exil, ar zouten hac ar boneur eus va

buez, an exempl eus va accionou. Ober a rìn anezàn va c'harantez, va esperanç, va zilvidiguez, va Zalver, va Doue, pep tra ol. Petra a fel deoc'h a rafen d'ar Roue-se? Renta a rìn dezàn va homajou, en laqat a rin da rën var va sqiantchou, var an ol faculteou eus va ene; en laqat a rìn da rën var ar re a zepant ac'hanòn, caç a rìn e rën hirra mac'h allin. *Leshanvet* eo ar *C'hrist*, ha me a so leshanvet Christen. Dre bep seurt titrou ec'h apparchantàn outàn; en heuill a rìn, n'en abandonìn qet qen en devezo placet ac'hanòn evel m'en eus prometet, ebars en demeuranç eus e c'hloar gantàn.

2. *Ol e lavarjont: ra vezo crucifiet, ha criàl a rejont un eil guech, en ur lavarat: crucifiit-àn, crucifiit-àn.* Cetu prononcet ar gomz, accomplisset e vezo, Jesus a vezo crucifiet. Mes mar d'eo crucifiet J.-C., petra a dle beza ur C'hristen nemet crucifiet gant e Vestr divin, evit beza hànval outàn ha rën gantàn? *Lavarat a eure dezo evit an deirvet guech: mes peseurt droug en eus-àn grêt? Ne gavàn netra ennàn a guement a veritfe ar maro. E zàn da ober en castia hac en lezìn da vont.* Nan, Jesus n'en eus grêt



droug ebet, mes ni a oa pec'herien. Doue en evoa laqet varnezàn hor pec'hejou; èn hepqen a elle o effaci ha meritout deomp ar c'hraç eus ur reconciliacion barfet gant Doue. Cetu aze ar mister a so bet anoncet gant ar Brofetet, expliqet gant an Ebestel, evit accordi ar justiç hac ar vizericord. *Mes en pressa a rent muyoc'h-muy, ha crial a rent c'hoas huelloc'h: ra vezo crucifiet, crucifiit-àn; hac o c'hriou a c'honezas.* O pobl dallet ha furius! Doue a ray servichout ho criou da c'hloar Jesus hac evit hon redempcion. Ramplacet e vezint dre ganticou a zilvidiguez hac à venediccion, canet gant an Ilis triomphant ebars en êu, ha gant an Ilis militant var an douar.

Unissa a ràn va moez, ô va Zalver, gant hini oc'h Ilis, evit celebri ho Croas, ho carantèz, ho victoriou, ho cloar. Delivret eus a dribulacion ar vuez-màn, goude beza bet crucifiet ganeoc'h, en em unissìn gant ho Sent hac oc'h Ælez evit ho meuli hac ho trugarecât epad an eternité. Honnes eo va esperanç. *Amen.*

## CCCXXVI. MEDITACION.

*Pilat a gonsant d'ar c'hrim.* Maze. 27. 24-26. Marc. 15. 15. Luc. 23. 24-25.

1. „ PILAT o velet ne c'honeze netra, hac „ e cresqe ar revolt, a ras digas dour dezàn „ hac e voelc'has e zaouarn dirac ar bobl, „ en ur lavarat : Me a so inoçant eùs a oad „ ar Just-se, evidoc'h, oc'h affer eo qementse. „ O Jesus, c'houi a so justifiet parfetamant, ha testeni ho parner a dremeno a jeneracion da jeneracion bete fin ar sieclou. Mes Pilat n'en em justifi qet, pa ne zetest qet, pa ne repar qet an droug tremenet, pa za, er c'hontrol, da ober un droug brassoc'h c'hoas, o rêy e-unan an urzou necesser evit ober scuilla goad ar Just. Ar Judevien a so coupabl o c'houlen maro Jesus ; Pilat a so criminel o consanti da c'houlen ar Judevien. Peguen alies n'on eus-ni qet imitet Pilat, ous en em excuzi ebars en hor pec'hejou, o teurel ar fot var an occasion, var ar bed, var ar goal exempl, var ar sollicitacionou, var ar c'hustum, var ar passionou, var ar brovidanç, var an Otrou-Doue memes ? Mes an Otrou-Doue ne varno qet



evéldomp ; diarbennomp eta e jujamant, ous en em varn hon-unan, hac ous en em bersuadi penos crim ar real ne effaç qet hon hini. Sònjomp ispicial penos tamal hor pec'hejou d'ar brovidanç, d'an Otrou-Doue, a so ur blasfêm abominabl.

2. *Hac ar bobl en antier a respontas : ra goezo e oad varnomp ha var hor bugale !* Pebes fulor, pebes impiete ! ur barner payen var ar poent da gondaon Jesus, en eus aon da denna coler an êu var e benn dre ur gondaonacion injust ; hac ar Judevien pere a ador ar guir Doue, evit obteni ar gondaonacion injust-se, en em offr hep aon, hac a angach gante o bugale bete fin ar bed, d'an ol suitou eus a varo J.-C. ! Credi a reont-y penos n'en eus qet a Zoue ebars en êu evit o funissa ? Ah ! abaoue ouspen seitec cant vloaz ar bed a vel gant spont ar bobl-se disperset dre-ol, o touguen ar merqou eus e reprobacion, hac oc'h anonç penos e zeo rentet en ur stad qen trist evit beza laqet d'ar maro an Oteur eus ar vuez, ar Messi, Mab Doue. Ar Judevien, evel m'o gueler abaoue qement a sieclou, a so ur breuven beo eus a virione ar Relijion Gristen. An exempl-se a dle disqi

d'an dud impi penos ne rêr qet a oab eus an Otrou-Doue evit netra, penos pa zisprizer e c'hourdrouzou e santer hep dale an effejou eus e goler... Gant peseurt santimanchou e tleomp-ni prononç ar c'homzou pere a so bet qer maleurus evit ar Judevien? Gant santimànchou a feiz, a respet, a garantez a gonfianç. O Goad adorabl, coezit varnòn evit va goelc'hi, va zantifia. Coezit varnomp ol evit hor zovetât. Coezit var an dud impi, var ar Judevien, var ar bayanet, var an heritiqet, var ar bec'herien, evit o c'honvertissa; unissit an ol ebars er memes feiz hac er memes esperanç, evit ma rënimp dreisoc'h ebars er memes carantez peini a chomo eternelamant.

3. *Pilat eta o falvezout dezàn contanti ar bobl, a ordrenas ma vije grêt ar pez a c'houlenne. Evelse e telivras dezo an hini a c'houlennent, ha peini a oa bet laqet er prison evit crim a vuntr hac a revolt; hac o veza grêt flajella Jesus, en livras dezo, hac en abandonas d'o bolonte evit beza crucifiet.* Petra en eus rentet Pilat qen injust ha qer cruel? An esperanç vên da allout accordi diou volonte opposet : ar volonte da zelivra Jesus, hac ar volonte da gontanti ar bobl. Petra a



ra da guement a dud manqout d'ar brassa obligacionou? An esperanç fol da ober o dever ha da blijout d'ar bed, da ober o dever, ha cedi un dra benac gant o inclinacionou. Mar fel deomp en em zouten, rezistomp ous ar bed; pa velo ac'hanomp decidet, e cedo, ne lavaro netra. Disclêryomp d'hor c'horf penos ne c'houlennomp digantàn nemet labour ha pinijen, n'hon eus plijadur ebet da acordi dezàn; ne bermètomp d'hor speret nemet sònjesonou util, d'hor c'halon nemet deziriou conform da Lezen Doue; laqomp ur brid var hon teod, ur voal var hon daoulagad, ur varrieren var hon diouscouarn. Consultomp hor c'honsçianç, ha reglomp pe reparomp var an instant qement a ordreno deomp. Mar manqomp d'ar poentchou-se, mar fel deomp accordi mestrou opposet, plijout da zaou, ec'h êruo ganeomp evel gant Pilat, collet omp.

Roit dìn ar c'hraç, ô va Zalver, da suja va zantimanchou, da gastia va c'horf, da zoumeti va speret ha va c'halon, evit ma jouissìn eus ar peoc'h er bed-màn, ha ma parvenìn d'ar gloar ha d'ar boneur a breparit dìn ebars en êu. *Amen.*

❋

## CCCXXVII. MEDITACION.

*Jesus dispennet gant ar fouetou.* Mazc. 27. 26. Marc. 15. 15. Yan. 19. 1.

„ NEUZE Pilat a ras qemer Jesus hac à ras „ en scourjeza. „

1. Suppliç cruel dreizàn e-unan. Lezen ar Judevien a zifenne rêy ouspen daou-uguent tol; mes etouez ar Romanet ne oa fixet nombr ebet. En em zervicha a rêr a voaligner, pe a scourjeou lêr, pe a guerden. Ar suppliç-se a oa qen horrubl etouez ar Romanet, ne vije implijet nemet evit an estranjourien pe an esclavourien. En implija a rêt c'hoas evit tenna ar virione à c'hinou an dud coupabl, ha calz à varve dindan an toliou. O Jesus, cetu aze an tourmant mezus ha cruel oc'h eus deurvezet da zouffr evit repari hor plijadurezou criminel! Penos ec'h allàn-me c'hoas oc'h offanci? Suppliç cruel dre ar circonstançou. Pilat n'en devoa qet renoncet d'an desseign da gastia Jesus ha d'en lezel neuze da vont. Mes evit ma vije contant ar bobl, e fellas dezàn ober eus a Jesus un objet capabl da douch ar c'halonou àr muya barbar; rêy a eure evit se e



urz, peini a oe accomplisset gant crueldet. Adalec an toliou qenta, Corf Jesus a oe bloncet, frêzet, digoret, ar goad a redas à bep tu. Mont a rê ar c'hig da heuill ar fouetou, hac hep dale Corf Jesus ne oe nemet ur gouli. An toliou ne goezent muy nemet var ar gouliou, ne rent nemet gouliou neve var ar re a oa grêt dija. En creis ur suppliç qen euzus, Jesus n'en em glême qet, ne lâvare qet an disterra comz. Lavaret e vije e voa insansibl. Ur zilanç hac ur baciantet qer divin ne rê nemet cresqi fulor ar bourrevien dinatur, ha ne baouezjont da sqêy nemet pa o devoe aon ne varvje Jesus, ha ne achapje o victim digante.

2. Jesus o souffr tourmanchou qer cruel, 1. en eus disqeuzet d'e Dad e garantez, e respet, e oboissanç, en eus satisfiet d'e justiç gant abondanç. Ar garantez n'en em gontant qet mar lèz un dra benac da ober pe da zouffr. Ar re a gar an Otrou-Doue, a gompren petra a dleye beza sec'het J.-C. evit humiliacionou ha souffrançou pere a dleye henori e Dad. 2. Jesus o souffr a so hon exempl, hon nerz, hor c'honsolacion ébars en hor poaniou. Souffr a ràn, mes ar pez a zouffràn n'en eo netra en comparêzon d'ar pez en eus souffret va

Mestr evidòn. Souffret en eus evit inspira deomp an horrol ous ar pec'het; piou a ouffe er c'hometi, ma ne ancouafe qet ar pez e zeo coustet da Jesus? Evit anima hor c'honfianç; petra a ouffe troubli ac'hanomp, pa velomp ar priz a so bet pêet evidomp? Evit rêy deomp un ide vras eus an ên; rac piou ne estimo qet ur boneur peini a so prenet dre veritou infinit? Evit anflami ac'hanomp eus ar garantez divin; penos ne garfemp qet un Doue peini en eus roet deomp e Vab propr evit Salver? Penos ne garfemp qet ur Zalver peini a so en em roet evidomp gant qement a garantez? Penos ne garfemp qet hor breudeur, pere a so bet prenet eveldomp, a so galvet d'ar memes boneur? 3. Erfin, Jesus en eus deurveet meritout an ên evitàn hac evidomp, evel ma tleomp er meritout ni hon-unan, dre an applicacion eus e veritou. Evel eta hent an ên evidomp eo hènt ar zouffrançou, e tere ous hor Chef disqeuz deomp an hent-se dre e exempl.

Cetu aze, ô va Doue, ar rêzoniou evit pere ec'h allomp sònjal oc'h eus deurveet e souffrje ho Mab qement a boaniou evit hor prena; evit pere en eus ho Mab recevet gant joa ar



gondicion-se, hac e zeo bet oboissant betec ar maro, hac ar maro eus ar Groas. Inspirit dìn, dre e exempl, ar zoumission ebars em poaniou, ar gassoni ouzìn va-unan, an nerz d'en em vortifia, evit m'am bezo lod ebars en e c'hloar. *Amen.*

## CCCXXVIII MEDITACION.

*Jesus curunet Roue.* Maze. 27. 27-30. Marc. 15. 16-19. Yan. 19. 2-3.

1. „. NEUZE soudardet ar Gouarner a gue- „ meras Jesus, en caças d'ar Pretouer, hac a „ assamblas ar vanden en antier endro dezàn, „ hac o veza en divisqet, er golojont gant ur „ vantel scarleq. „ Accuzi a rêt Jesus da veza deurveet en em ober Roue, ha d'en em lavarat Roue ar Judevien. Cetu evit petra er goapaer hac er punisser amàn, oc'h ober anezàn ur Roue a farç, hac oc'h ober evel ur ceremoni eus e gurunamant. Ar c'henta ornamant a Roue a rojont dezàn, a oe ur gos vantel scarleq evit mantel royal. Mes peguer cruel suppliç a anduras Jesus ebars er circonstanç-màn! Divisqa a rêr adare Jesus, hac e tistinguer ar c'hroc'hen eus e Gorf sacr staguet

dre ar gouliou ous e visqamant, hac e oad a gomanç da redec a neve flam. *Neuze o stropa assambles bodou spern, e rejont ur gurunen peini a laqjont var e benn*, ous he flanta dre esforchou bras. Ar spern-màn a antre en e empenn, lod dre e dal, hac a deu da dreuzi betec e zaoulagad, lod al a antre en e oaziou; ar goad a red endro d'e benn ha var e vizach, ar pez a ra dezàn santout ur boan cruel. *Hac e laqjont ur benduen ebars en e zorn deo*, evit servichout dezàn da vaz royal. Pebes disprizanç evit ar Roue immortel eus an ol sieclou!

2 *Hac o vont var benn ur c'hlin dirazàn, è rent goab anezàn, e comançjont d'er saludi, o tont dirazàn, hac o lavarat : Salud da Roue ar Judevien, hac e roent façadou dezàn. Sqèy a rent ive var e benn gant ur gorzen, cranchat a rent en e vizach, hac o stouat dirazàn, en adorent.* Jesus a zouffr amàn ar goapêrez ebars er manielou hac er c'homzou, an insult ebars er c'hrànchadur hac er façadou, anqenniou cruel ebars en toliou. Jesus a zouffre tout ebars en ur zilanç parfet, hac evel pa vije bet absolumant insansibl. M'o devije ar zoudardet grêt ur refleccion benac var ur baciantet qer dreist-ordinal, o devije



devije bet ur soupçon benac var an hini a drêtent gant qement a zismeganç hac a vrutalité, o devije bet aon d'en em avanç re; mes ar baciantet-se, abalamour ne reont refleccion ebet, o rent muyoc'h insolant ha muyoc'h barbar. Ah! peguer souezet ç vezint, petra a vezo ò dizesper, pa o devezo evit Barner an hini a drêtont gant qement a indignité! J.-C. a zouffr c'hoas hon disprizançou, hon insultou, hor blasfêmou. Paciantet an Otrou-Doue, peini a lèz qement a grimou hep punicion ebars er bed-màn, a hardia ar bec'herien, en lec'h ma tlefe ober dezo crena; rac an Otrou-Doue a so paciant, abalamour ma zeo eternel. Allas! peguen estonet en em gavin-me va-unan, pa velin ar Vajeste redoutabl eus an hini peini a zervichàn gant qement a neglijanç, a offançàn qen êzet, da beini e vànqàn a respet qen alies!

3. Evit petra e souffr Jesus qement a insultou, a boaniou, ha gant qement a baciantet? Souffr a ra evit repari impiete an idolâtret, pere o deus adoret ar grouadurien en plaç ar C'hrouer, evit repari hipocrisi ar Judevien, pere a henore an Otrou-Doue a veg an teod, mes o c'halon a oa pel dioutàn; evit repari

ar memes manq ebars en un nombr bras a Gristenien, pere ne viront qet ar bromessaou eus o badiziant, pere ebars en uzach eus ar Zacramanchou, ebars en adoracion exterieur, betec ous troad an Oter, a insult ar Vajeste Divin dre ar passionou pere a antretenont, dre ur galon ampoezonet, dre bec'hejou en pere e chomont, ha pere a garont.

En em brosterni a ràn ous ho treid, ô va Roue! ô va Doue! Pardonit dìn va ol irreverançou. Me a gàrfe dre va homajou ar muya sincer gallout ho tic'haoua dious an ol outrajou a recevit c'hoas en hon touez. Pardonit deomp, ô va Otrou! Chenchit hor c'halonou, evit mac'h allimp dre ar Relijion, evel m'oc'h eus-hi disqet deomp, repari ar fêçon indign gant peini hon eus servichet ac'hanoc'h en amzer dremenet. *Amen.*

## CCCXXIX. MEDITACION.

*Jesùs disqeuzet d'ar Bobl.* Yan. 19. 4-8.

1. „ PILAT a zortias c'hoas ur vech, hac a „ lavaras d'ar Judevien : cetu-àn amàn ; en „ digaç a ràn deoc'h, evit ma vouezot penos „ ne gavàn crim ebet ennàn. „ Pilat o veza



guelet ar stad en peini e voa laqet Jesus gant ar zoudardet, a gredas e raje ur spectacl qer touchant impression var galon ar Judevien. *Jesus a zortias eta gant ur gurunen spern hac ur vantel scarleq.* Pilat ous en disqeuz d'ar Judevien, *a lavaras dezo : Cetu aze an Den.* Cetu aze an hini a lavarit a zoug ar bobl d'ar revolt, hac en eus c'hoant da veza Roue ; guelit ha c'houi a el caout aon ebet razàn ebars er stad en peini e zeo rentet. *Princet ar Vêleyen hac an Officerien o veza en guelet, en em laqas da grial : Crucifiit-àn, crucifiit-àn.* N'eo qet moez ar bobl a glêver amàn. Marteze e comance ar c'halonou beza touchet. Ar Bontifet a hast respont evit ar bobl, hac ar bobl ne zislavar qet ar Cheffou. Ar c'halonou jalous ha barbar-se ne vezint qet contant, qen en devezo collet Jesus var ar Groas ar restad buez a chom gantàn.

2. *Cetu aze an Den.* Consideromp ar c'homzou-se evel adresset deomp gant pepini eus an tri Ferson eus an Drindet. An Tad o presanti Jesus deomp, a lavar : *Cetu aze an Den,* Mab an Den, ar Mab-se peini em eus prometet da Adam, da Abraham, da Zavid, a so er memes amzer va Mab, ar memes Doue

ganén. Evit repari va gloar ha proculi deoc'h ar zilvidiguez, en eus deurvezet en em humilia, en em aneanti, hac abalamour da se em eus roet dezàn un hano dreist da bep hano. Respontomp dre brodui gant an ol ferveur a beini e zomp capapl, actou a drugarez, a garantez, a respet, ha protestomp e vezimp fidel hac oboissant da Jesus ar rest eus hor buez. Ar Mab en em bresant deomp evel hor Zalver hac hon exempl, mes da zaoulagad ar feiz en em bresant, hac e lavar : gouzout a rit piou e zòn, hac evit peseurt fin e zòn ebars er stad en peini em guelit. En em unissit ganén, laqit ho confianç ennòn, heuillit ac'hanòn, ha me ho sovetao dious oc'h ol adversourien. Erfin, ar Speret-Santel a bresant deomp J.-C., hac a lavár deomp : cetu amàn an Den, cetu amàn an hini en em offr evit pried d'oc'h ene; ur pried a oad eo; var ar Groas e vezo contractet an union, mes en ên e vezo peur-êchuet, ebars en deliçou eus ar garantez eternel. O va ene, eurussa qêlou! Cetu aze ar pried tener disqennet eus an ên evit ho clasq, ho coulen, oc'h obteni. O Pried divin, peguer qer e pêit ac'hanòn! peguement a goust deoc'h va renta dign eus



oc'h alianç! Consacri a ràn deoc'h an ol zantimanchou eus va c'halon; deoc'h e zòn var ar C'halvar ha var ar Groas; ne c'houlennàn qen graç nemet mervel eno ganeoc'h, o c'hortoz beza unisset ganeoc'h evit biqen; n'em bezo qen consolacion er bed-màn nemet en em unissa ganeoc'h ebars en ho Sacramant, hac en em gonformi d'ho Croas dre va zouffrançou.

3. *Pilat a lavaras dezo : qemerit-àn c'houi oc'h-unan, ha crucifiit-àn; rac evidòn-me ne gavàn ennàn nep crim. Ar Judevien a respontas dezàn : ni hon eus ul Lezen, hac hervez al Lezen-se e tle mervel, abalamour ma zeo en em c'hrèt Mab da Zoue. Pilat o veza clévet ar c'homzou-se en devoè c'hoas muy a aon.* Jesus en devoa lavaret alies e voa Mab da Zoue, mes er prouvet en devoa sclêr dre e viraclou. Al Lezen enep d'ar blasfêmatourien a beini e comze ar Judevien, ne zelle eta outàn en nep fêçon. Pilat ne voa qet hep beza clévet comz eus a viraclou Jesus; ar pez a vele ennàn, e zilanç, e baciantet; ar pez a glêve gantàn, penos e Rouantelez ne voa qet eus ar bed-màn, e voa deut evit prezeg ar virione, ar pez a lavarc ar Judevien

penos e voa en em roet evit Mab da Zoue, qementse ol a gresqe e spont, ha n'en eus netra justoc'h. Rac maltreti, outraji, laqat d'ar maro guir Vab Doue, petra a ouffe beza qer terrubl? Perac eta, ô barner lach, n'en em zeterminit-u qet da zelivra Jesus?

Detesti a ràn, ô va Zalver, an ol bec'hejou em eus grêt enep deoc'h, en qement ha ma zoc'h Mab da Zoue. Rezolvet òn da renta deoc'h an deveriou a feiz, a adoracion, a garantez a dleàn deoc'h er galite-se. C'houi oc'h eus deurvezet mervel evidòn, me a fel dìn beva evidoc'h hepqen. *Amen.*

## CCCXXX. MEDITACION.

*Pilat a livr Jesus evit beza crucifiet.*
Yan. 19. 9-16.

1. „ HA Pilat o veza retornet ebars er Pre-„ touer, a lavaras da Jesus : a belec'h oc'h-u? „ Mes Jesus ne ras respont ebet dezàn. „ Ne oa qet a vro Jesus e comze Pilat; mes goulen a rê outàn hac én a lavare beza Mab da Zoue, hervez m'en accuzet. Jesus ne respontas netra, abalamour d'an disposicionou fal eus a Bilat, hànval aoüalc'h ous re Herodes. *Pilat a lavaras*



*dezàn : ne gomzit qet ouzìn. Ne ouzoc'h-u qet em eus ar pouar da ober ho staga ous ar Groas, hac em eus ar pouar d'ho telivra? Jesus a respontas dezàn : n'ho pije pouar ebet varnòn, ma ne vije qet roet deoc'h dious an ec'h, abalamour da se an hini en eus va livret deoc'h, en eus cometet brassoc'h crim.* Cetu aze penos e respont J.-C. o veza dispennet gant an toliou ha curunet a spern. Anzao aoüalc'h a ra e zeo Mab da Zoue, pa n'en nac'h qet. Avertissa a ra Pilat penos e bouar a deu digant Doue; ha dre eno en repren eus an orgouill gant peini en eus comzet. Rêy a ra deomp an exempl eus an oboissanç a dleomp d'ar buissançou establisset gant an Otrou-Doue. Decida a ra penos pec'het Caiphas ous en livra a oa bet brassoc'h eguet hini Pilat; abalamour Caiphas a oa bet ar pennoc eus an ol grimou cometet enep dezàn ebars en e Bassion en antier. Cetu aze an hini a vel hac a varno hon ol accionou. Diarbennomp e varnidiguez ous en em varn, ous en em bunissa hòn-unan hac o chench a vuez.

2. *Abaoue ar moment-se, Pilat a glasqe an occasion d'en delivra.* Pebes dallidiguez! Clasq an occasion d'en delivra! Mes e màn

ar pouar d'en ober entre e zaouarn ; en lavaret en eus, en em angajet eo d'en lezel da vont goude ma vije scourjeet. Ur pec'her a fel dezàn en em gonvertissa ; mes clasq a ra un amzer en peini ec'h allo en ober hep difficulte. Errol! Ar c'henta effet eus ur gonversion sincer eo trec'hi an difficulteou. Col a rêr an amzer bresant, clasq a rêr un amzer peini ne gafor biqen; an nombr hac ar grevusted eus ar pec'hejou a gresq hac e varver. *Mes ar Judevien en em laqas da grial : mar delivrit an den-se, n'en oc'h qet mignon da Cesar; rac piou benac a guemer ar galite a Roue, en em disclêry enep da Cesar.* Ar galite a Roue evel ma teree ous J.-C., ne rê nemet assuri otorite Cesar; Jesus a bêe hac a ordrene pêa an tribut dezàn. Mes pep tra a so mad d'ar c'halomni, d'ar gassoni, d'an anvi... D'an hano a Cesar, an ol dessenniou da zelivra Jesus a zisparis, hac en ur moment Pilat, eus ar volonte d'en delivra, a dremen d'ar volonte d'en livra.

3. *Mes Pilat o veza clêvet ar c'homzou-se, a gunduas Jesus ermès ar pales, hac a azeas var e dribunal ebars er plaç hanvet Lithostrotos, en hebreu Gabbatha. Mes an deiz-se*



*e oa ar breparacion eus ar Pasq, hac e oa neuze vardro ar c'houec'hvet heur eus an deiz.* Jesus a oa ganet ebars en ur c'hraou, en creiz an nos, hac hep testou ; mes falvezout a ra dezàn beza laqet d'ar maro en Jerusalem, da Oüel Pasq, en creiz an deiz, en presanç ur bobl infinit a bep bro. Pilat *a lavar d'ar Judevien : cetu aze ho Roue. Mes ar Judevien en em laqas da grial : laqit-àn d'ar maro, laqit-àn d'ar maro ; crucifiit-àn. Pilat a lavaras dezo : Penos! e crucifiin ho Roue! Princet ar Vêleyen a respontas : n'hon eus qen Roue nemet Cesar. Neuze en livras dezo evit beza crucifiet.* Ur payen a ra difficulte da grucifia Roue ar Judevien, hac ar Judevien ne zelaouont qet ar payen-se! Princet ar Vêleyen en em disclêry hep Relijion ; renonç a reont nonpas hepqen Jesus, mes pep Messi ol ; rac ar Messi a dle beza Roue... Ar pêvar Avieler a lavar penos Pilat a livras Jesus dezo, ar pez a ro da entent penos ne oe qet a jujamant en form enep da Jesus; mes Jesus a oe gouscoude crucifiet. Goude un hevelep exempl, a beseurt injustiç ec'h ouffemp-ni en em glêm ?

Permetit, ô va Redemptor Divin, mac'h heuillin ac'hanoc'h betec ar fin eus ho Sacrifiç,

ha grit ne ancouain biqen penos e zit d'ar maro evit effaci va fec'hejou. Ah! ra vezin stag ous ar Groas ganeoc'h evel oc'h Abostol, dre va c'harantez, dre ar vortificacion eus va deziriou, dre va lod en ho souffrançou. *Amen.*

## CCCXXXI. MEDITACION.

*Jesus o touguen e Groas.* Maze. 27. 31-32. Marc. 15. 20-21. Luc. 23-26. Yan. 19. 16-17.

1. „ GOUDE beza evelse grêt goab anezàn, „ en divisqjont eus ar vantel bourpr, hac o „ veza guisqet dezàn e zillad, er c'hundujont „ evit en crucifia. Jesus eta a zortias o touguen „ e Groas. „ Jesus a zouffr amàn tri dourmant horrubl. Ar c'henta dre ar vantel a lamer divar e guein. Goude ma voa bet scourjeet, e gorf o veza dispennet ol ha goloet a c'houliou, e voe guisqet dezàn e zillad; nebeut goude pa gomance e zillad staga ous e c'houliou, e voent lamet digantàn evit rêy dezàn ur vantel bourpr. Douguen a eure ur vantel an ol amzer ma padas e gurunamant cruel, hac an amzer a impljas Pilat ous e zisqeuz d'ar bobl, o comz hac o tisput ous ar Judevien. Goude beza evelse grêt goab a Jesus, hac enpad



qement a amzer, e tifframmer ar vantel, hac e neveaer ar gouliou gant anqenniou seulgriessoc'h, m'en evoa bet ar vantel amzer da staga stardtoc'h. An eil dre ar gurunen spern. He douguen a eure betec ar bez, ha beza e oe evitàn ar zourcen a boaniou cuntiuuel hac ar muya lêm. Pet guech ne douchas qet coad ar Groas ous ar spern-se, pa zougas hor Zalver e Groas, pa oe tachet, hac en ol amzer ma chomas stag outi! An drede dre ar Groas hir ha ponner a oe laqet var e ziouscoaz bloncet ha dispennet. O va ene, consider da Zalver o sortial eus ar Pretouer, accablet dindan ur bec'h qer ponner! O va Zalver, neguement e zeo coustet deoc'h va redempcion! Ah! compren a ràn bremàn penos an hini a refus douguen e Groas var ho lerc'h, n'en eo qet dign ac'hanoc'h, ha ne antreo qet ebars en demeuranç eus ho cloar.

2. *Rancontr a rejont un den a Cyrene, hanvet Simon, tad Alexand ha Rufus, peini a dremene dre eno o retorn dious e di var ar mèz; en contraign a rejont da zouguen ar Groas, er zamma a rejont anezi evit m'he dougje varlerc'h Jesus.* An Ilis en eus bepret consideret Simon evel un den eurus, da veza

sicouret Jesus da zouguen e Groas, da veza bet lod en e humiliacionou. Evelse er sellomp c'hoas, evelse e vezo sellet bete fin ar bed. E hano hac'hini e zaou vab a vezo bepret lennet ebars en Aviel gant an Hano a Jesus. Appliqomp qement-màn deomp hon-unan. Jesus en eus souffret evidomp, nonpas evit hon exanti da zouffr, qementse ne zere qet ous pec'herien; mes evit rêy priz d'hor zouffrançou dre an union o deus gant souffrançou Jesus. At poaniou a'guemeromp ac'hanomp hon-unan a so mad, mes muyoc'h e tleomp estimout ar re a deu deomp dre ar Brovidanç, pe int a deu abeurz an natur, pe int a deu abeurz an dud. Guelet a reomp amàn accomplisset ar Gourc'hemen a ra Jesus deomp da zouguen hor C'hroas var e lerc'h. Simon o touguen Croas Jesus varlerc'h Jesus, a so un imach fidel eus an ol Gristenien pere a fel dezo en em renta dign eus an hano a zougont. Douguen hor C'hroas a so un necessite; he douguen evit Jesus a so un obligacion; he douguen goude ma zeo bet douguet gant Jesus, a so ur gloar; he douguen varlerc'h Jesus, dindan daoulagad Jesus, a so ur boneur.

O Simon eurus! ô mil guech eurus an hini



en em unis ganeoc'h, hac a so eveldoc'h choazet gant ar Brovidanç evit douguen Croas Jesus varlerc'h Jesus. Nan, ô va Zalver, ne viot qet accablet c'houi hepqen dre ar bec'h eus va c'hrimou. Me em eus pec'het, me a dle beza punisset. Accepti à ràn gant joa, goulen a ràn memes caout lod ebars en ho poaniou. Carguet eus ho Croas precius ha soutenet dre ho craç, e vezin muyoc'h ajil ha muyoc'h ardant da redec ebars en hent eus ho Gourc'hemennou. *Amen.*

## CCCXXXII. MEDITACION.

*Jesus a rancontr graguez pere a voel varnezàn.* Luc. 23. 27-31.

1. „ Mes mont a rê varlerc'h Jesus ur foul „ vras a bobl hac a c'hraguez, pere a scòe „ var o feultrin ha pere a voele var Jesus. „ Daouest peguer corrompet e oa Jerusalem, arabat eo credi e vije an ol enemiet da Jesus. Ur foul a Israëlitet fidel a guerze en o banden o-unan, hac a scuille daelou c'hoëro var ar Justqer dign eus o adoracion hac eus o c'hompassion. Etouez an dud fervant-se un nombr considerabl a c'hraguez devot a huanade huelloc'h

c'hoas, hac e roe d'ar victim inoçant un desteni publiq eus o respect hac o c'harantez. An otorite ne el qet mouga an ol mocziou; nebeutoc'h c'hoas ec'h al comandi d'ar c'halonou. En em unissomp gant ar graguez-se, bezomp tenerêt, touchet o velet hor Zalver goloet a c'houliou, uzet e nerz gantàn, cunduet d'ar suppliç evit mervel en creiz an tourmanchou. *Mes Jesus o trêy oute, a lavar dezo : Merc'het Jerusalem, ne voelit qet varnòn, mes goelit varnoc'h oc'h-unan hà var ho pugale.* Jésus a baris insansibl ous e boaniou e-unan, evit en em occupi eus ar maleuriou a bere e zeo gourdrouzet ar graguez-se, ma ne renonçont, hac int hac o bugale, da infidelete Jerusalem, ma ne gredont qet ennàn, pa vezo prezeguet e Aviel. Jesus a so bepret occupet eus hon interest, hac a ordren deomp en em occupi ni hon-unan eus hor zilvidiguez.

2. *Rac dont a ray un amzer en peini e vezo lavaret : eurus ar graguez difrouez, eurus an antraillou pere n'o deus qet concevet, hac an divron pere n'o deus qet maguet !* Ar vugale a so benediccion ar briedelez ebars er famillou santel, en pere e vezont savet ebars ar feiz hac en devocion. Ermèz ac'hane cresqi



an nombr eus ar vugale, e zeo cresqi an nombr eus an dud daonet. Tadou ha mamou, grit ar brassa attancion da guement-mn . *Neuze e comancint da lavarat d'ar meneziou : coezit varnomp, hac e lavarint d'ar c'hrec'hiou, goloit ac'hanomp.* Bremàn ne zoujer qet ar flamou eus an ifern, disprizout a rêr piou benac hon avertis da zioüal oute; mes ar re en em velo var ar poent da veza precipitet enne, da beseurt dizesper n'en em livrint-int qet ? peguen euzus ne griint-int qet ? mes, dizesper, criou inutil ! Bremàn e tleomp crial entreze an Tad a vizericord, oc'h offr dezàn goad e Vab uniq scuillet evidomp, hac ous en em unissa ous e Groas dre ur binijen sincer. Dre eno hon esperanç a vezo ferm ha ne vezo qet tromplet.

3. *Rac mar d'eo trêtet evellen ar c'hoad glas, petra a vezo eus ar c'hoad sec'h ?* Ar c'hoad glas eo Mab Doue, ar justiç memes, carguet eus hor pec'hejou dre e vadelez infinit; ar c'hoad sec'h eo an dud carguet eus o fec'hejou o-unan. Hor pec'hejou a so punisset en J.-C. dre an humiliacionou brassa, an tourmanchou, ar maro ar c'hruella; ma ne brofitomp qet eus e veritou, oc'h ober

ar pez a ordren deomp, e chomimp gant hon ol bec'hejou, ha penos ec'h allimp-ni gortos beza trêtet? Mervèl a rafemp dleourien eus ar pez a dal poaniou Jesus, hac evel ma zint eus un dalvoudeguez infinit, e ve ret deomp pêa bepret, hep gallout biqen en em acquitta.

O Jesus, en em occupi a rìn hep-ces eus a boaniou an ifern, evit en em brezervi dioute dre ho meritou ha va finijen. Falvezout a ra deoc'h ec'h ancouafen ho poaniou evit sònjal er pez am eus meritet va-unan; evidòn e fel deoc'h e rezerfen va daelou; o scuill a rìn eta var va c'hrimou; o mesqa a rìn gant ho Coad, evit ma vezint dign da burifia, da santifia va ene. *Amen.*

## CCCXXXIII. MEDITACION.

*Jesus crucifiet.* Maze. 27. 33-34-38. Marc. 15. 22-23. 27-28. Luc. 22. 32-34. Yan. 19. 17-18.

1. „ Hac er c'hundujont betec al lec'h han-„ vet Golgotha, peini eo ar plaç eus ar C'hal-„ var. Hac e rojont dezàn da eva guin mesqet „ gant myrrha ha vestl; mes goude beza tânvêt, „ ne fellas qet dezàn eva. Eno er c'hrucifijont. „ Jesus



Jesus êru var ar C'halvar a gomanç dre satisfia evit pec'het Adam hac Eva, peini a oe ar gourmandis. Tânva a ras ar breuvach a offret dezàn, abalamour ma voa c'hoëro; mes n'en evas qet, abalamour ma voa destinet evit diminui ar zantimant eus ar re a zouffre. Disqomp en em vortifia ebars an dêbri hac en eva. Ar Profet en evoa anoncet ar vestl-se... Jesus a só divisqet adare, e c'houliou a so digoret a neve, e dourmant cresqet. Jesus divisqet en qement ha ma permete an honestis, a baris dirac ar bobl en antier, nonpas hepqen en noaz, mes gant an ol verqou eus an tourmant infam ha cruel en evoa anduret. Evelse e pêe evit an noazder criminel eus ar bec'herien pere en em visq en ur feçon scandalus dre orgouill pe impurete. Ar pec'het-màn ha n'en eo qet c'hoas muyoc'h comun ebars er sex da beini e zeu qer necesser ar vodesti? D'ar c'henta comz eus ar vourrevien, Jesus a aze var ar Groas, a c'hourve, en em asten, a bresant e dreid hac e zouarn. Staga a reont e vemprou gant tachou bras; pebes tourmant! Evelse e trêt Jesus e gorf inoçant evit effaci pec'hejou hor c'horf-ni. Evelse e verit hor c'horf-ni beza trêtet. Ar Groas, ar Groas,

cetu aze plaç ar c'horf, cetu aze ar voyen euiq d'er zovetât. Sevel a rêr ar Groas, he lezel a rêr da gueza ebars en toul a oa preparet evit, he anfonci a rêr, sqêy a rêr varnezi qer bras tolioù evit he starda, ma zeo bet hemàn unan eus ar brassa poaniou en eus anduret hor Zalver. Cetu eta savet entre an êñ hac an douar àn hini a dle ober an accord entre Doue hac an dud. O va Jesus, c'houi a denn ar bed ol d'oc'h heuill; va zennit ive ganeoc'h; en em deurel a ràn ous ho treid; oc'h adori a ràn evel va Mediator en qichen Doue ho Tad. Reconciliit ac'hanòn dre ho Coad precius, ha ne bermetir qet e torfen birviqen ur reconciliacion peini a so constet qement deoc'h, hac a so qer necesser dìn.

2. *Mes cundui a rêt gantàn daou zen àl pere a oa criminel, evit o laqat d'ar maro. Ha pa voent éru var al lec'h hanvet Calvar, er c'hrucifijont èn-ha daou al pere a voa laeron, unan en tu deo, un al èn tu cléiz; mes Jesus a oa er c'hreiz. Evelse e voe accomplisset ar c'homzou-màn eus ar Scritur: Laqet eo bet en renq an dorfetourien; mes Jesus a lavare: Va Zad, pardonit dezo, rac ne ouzont qet petra a reont.* Ar beden-se



eus ar Messi a so bet anoncet gant ar Profet, qercoulz hac ar renq a so roet dezàn etouez an dorfetourien. Ar Judevien o clasq en dishenori, a assurae dezàn ar galite a Vessi, a accomplisse ar brofeciòu. C'houi o accomplis ive, o va Jesus, o pedi evit ar re ho laqa d'ar maro. Me a so unan anezo; qerlies guech m'am eus pec'het, e zòn bet cos d'ho maro. Mes dre ho peden, ho maro, peini a so va c'hrim, a deu da veza va esperanç ha va zilvidiguez. Pardonit dìn eta, ô va Doue! hervez ar beden a ra deoc'h ho Mab evidòn var ar Groas. Pardonit dìn va ignoranç tremenet, ha roit sclêrijen dìn evit an amzer da zont. Grit dìn compren peguer bras droug eò ar pec'het; grit dìn caout qement a horrol outàn, n'en comeùn muy birviqen.

O va ene, imitomp an exempl comprenet ebars er beden-màn. Hor Zalver a ra amàn ar pez a ordren deomp, caout hon enemiet, ha pedi evit ar re hor persecut. Imitomp-àn ebars en e beden, mar fel deomp caout lod ebars er pardon a c'houlen evidomp. Excuzomp ignoranç ar re a gredomp a ra poan deomp, ha pardonomp ar pez a so diexcuzabl. O cassàt an injustiç, caromp an dud injust;

Jesus en eus pedet, Jesus a so marvet evito. Ous en imita, esperomp pep tra digant an Tad a vizericord. *Amen.*

## CCCXXXIV. MEDITACION.

*An titr eus a Groas Jesus; ar partach eus e zillad; blasfémou prononcet en e enep.* Maze. 27. 35-37. Marc. 15. 24-26. 27-32. Luc. 23. 35-39. Yan. 19. 19-24.

1. „ Mes Pilat a ras ober ive un titr, peini „ a ras da laqat var ar Groas, aziouc'h d'e „ benn, hac ar sujet eus e varo a oa merqet „ dre ar scrit-se, peini a oa composet eus ar „ c'homzou-màn : Jesus a Nazareth, Roue „ ar Judevien; fia calz eus ar Judevien a lennas „ ar scrit-se; rac ar plaç en peini e voe cru- „ cifiet Jesus a oa tost da guær, hac an titr „ a oa en hebreu, en grecq hac en latin. „ Var-se Princet ar Vêleyen a lavaras da Bilat; „ ne laqit qet ebars en titr Roue ar Judevien, „ mes en eus lavaret : me eo Rôue ar Jude- „ vien. Pilat a respontas dezo : Ar pez em „ eus scrifet, em eus scrifet. „ An titr glorius a ro Pilat da Jesus, scrivet en tri seurt langach, a zisq d'an ol nacionou penos e zeo Roue an



ol dud hac an Ælez. Var ar Groas en eus gonezet e Rouantelez, hac an Ilis, en peb langach hac en peb bro, a ro ar memes hano d'he Roue. Pilat, goude beza sacrifiet e gonsciang, e sclêrijen, e reputacion evit plijout d'ar Judevien, a refus gant fermete chench ebars en titr ar Groas ur guer peini a dleye beza indifferant evitàn. Adalec comançamant an Ilis, ar bayanet a fellas dezo lemel digant Disqibien J.-C. an hano a Gristenien; guech o hanvent Galileanet, guech o chench ullizeren ebars en o hano, o hanvent *util*, dre hoapêrez. Mes ar Brovidanç a zissip desseniou an dud. Jesus en eus conservet e titr, e Zisqibien o deus conservet o hano. Evidomp, penos e hanavezomp-ni en Jesus an titr a Roue; penos e tougomp-ni an hano a Gristenien?

2. *Mes beza a oa an deirvet heur eus an deiz pa er c'hrucifijont. Ar zoudardet o veza crucifiet Jesus, a guemeras e zillad, a bere e rejont peder loden, unan evit pep soudard.* Jesus divisqet evelse, a gonsolas goude-se ar Verzenien, pere a velas lemel o ol vadou digante, hac a gondaon ac'hanomp, ni pere a drahis hor c'honsciang, gant aon da gol hor fortun, pe memes lod anezi. *Qemer a*

*rejont ive e zé, mes evel ma voa hep gri, ha ma voa en ur memes pez adalec crec'h betec an troad, e leverjont : n'he zroc'homp qet, mes tennomp d'ar sord evit guelet gant piou e tiguezo; evit ma vije accomplisset ar gomz-màn eus ar Profet : Partajet o dens entreze va dillad, hac o deus tennet va zé d'ar sord.* Peguer glorius eo evit hor Zalver ar brassa humiliacionou, pa oant bet anoncet ol, betec ar circonstançou lijera! An Tadou Zantel o deus bepret sellet sê J.-C. evel un imach eus an Ilis. An Ilis a so unisset gant J.-C. evit e visqamant hac e c'hloar. Ne aller lemel netra eus an Ilis hep he distruja antieramant. Ar guisqamanchou al partajet entre ar-zoudardet, a verq an etandu eus an Ilis, ar zê a verq he unite. Lavaromp eta evelte: n'he zroc'homp qet, n'he fartajomp qet; mes dioüallomp d'en em zepari diouti ni hon-unan, pa n'en eus silvidiguez nemet enni.

3. *Hac ar zoudardet o veza azeet, en evessae; mes ar re a dremene dre eno en blasfême, o hija o fenn, hac o lavarat dezàn.: Te peini a zistruch Templ an Otrou-Doue hac en adbatis en tri devez, perac n'en em zovetaes-te qet da-unan ? Mar d'out Mab*



*Doue, disqen eus ar Groas. Princet ar Vêleyen gant ar Scribet hac ar Senatoret, qercoulz hac ar bobl a ré goap anezàn er memes feçon, en ur lavarat : Sovetét en eus ar real, ha ne el qet en em zovetât e-unan. Mar d'eo Roue Israël, disqennit presantamant eus ar Groas, hac e credimp ennàn. Confianç en eus en Doue; mar car eta Doue anezàn, delivrit-àn bremàn, pa en eus lavaret : me a so Mab da Zoue. Unan eus an daou Laer pere a oa crucifiet gantàn, en outraje ive, en ur lavarat : Mar d'oud ar C'hrist, en em zoveta da-unan ha ni ive.* Ar Profet en evoa comparachet ar vasfêmatoret-se ous al loened ar muya furius, ha prouvi a reont penos ne oa qet re grén ar gomparêson. Prometi a reont e credint ennàn mar disqen eus ar Groas; mes ouspen a ray : goude beza bet maro e sortio eus ar bez leun a vuez hac a c'hloar; o accusacionou ol eta a so injust, o c'homzou a so blasfêmou abominabl; refus a rint-y neuse c'hoas credi ennàn ? Jesus a zouffr tout hep en em glêm, hep lavarat guir. E speret a so muyoc'h humiliet, e galon muyoc'h bruzunet eguet n'en eo dispennet e gorf, eguet n'en eo outrajet e henor. Ceuz aze petra eo coustet hon

orgouill da J.-C.; ceu aze petra a dleomp da imita evit trec'hi hon orgouill, hac evit obteni ar pardon dre humiliacionou J.-C.

Honnes eo va resolucion, ô va Jesus! Roit din lod eus oc'h humilite, ho touçter, ho paciantet. Grit nè vezo capabl netra d'am facha, d'am squiza. Pa oc'h eus souffret evidòn betec ar moment diveza eus ho puez, grit ma souffrìn evidoc'h betec ar moment eus va maro. *Amen.*

## CCCXXXV. MEDITACION.

*Al Laer mad.* Luc. 23. 40-43.

1. „ MES eguile o qemer ar gomz én re-
„ prene feim, hac a lavare dezàn: na te ive,
„ nè c'heus qet a zoujanç Doue, abalamour
„ ma zout condaonet d'ar memes supplic. C'hoas
„ evidomp, e zeo gant justiç; rac souffr a
„ reomp ar boan o deus meritet hor c'hrimou;
„ mes hemàn n'en eus grêt droug ebet. „ O peguen admirabl eo zêl al laer-mad! Reproch a ra d'e gompagnon, ha dreizàn d'ar vlasfêmatourien al, penos n'o deus qet a zoujanç Doue. Nè al qet guelet hep glac'har e gompagnon ous en em gol en amzer m'en eus un occasion qer favorabl d'en em zovetât. Côvessât a ra



a voez huel incançanç Jesus, en amzer ma vomis an ol qement a injuriou en e enep.

2. *Hac e lavare da Jesus: Otrou, ho pezit memor ac'hanòn pa viot en ho Rouantelez.* O côvessour jenerus! o rêy an hano a Otrou, o comz a Rouantelez da un den prest da vervel, e comprenit penos e Rouantelez n'en eo qet eus ar bed-màn. En em renta a uit d'ar c'hraç, peini a sclêra ho speret hac a douch ho calon. Mes ho qeuz d'o tizurzou ha n'en eo qet re divézat? Ho pinijen ha n'en eo-hi qet forcet? Ah! pec'herien, da bere ec'h accord an Otrou-Doue momentchou a hanaoudeguez aroc ar maro, n'en em abandonit qet d'an tentacionou a zizesper, pere a vezo inspiret deoc'h gant an drouc-speret oc'h adversour! Ha n'o pefe muy nemet ur moment, ol Goad J.-C. a so c'hoas deoc'h. Imitit al laer mad, profitit eus an diveza instant; en em dolit entre divrac'h Jesus o vervel evidoc'h, esperit en e vizericord infinit, hac oc'h esperanç ne vezo qet confontet. Mes ar bec'herien nè dleont qet, evit pec'hi gant muy a hardieguez epad ar vuez, en em zervicha eus a vadelez an Otrou-Doue, oc'h exoci ar re en inoq nebeut momentchou aroc mervel; mar-

teze ne falvezo qet dezo profita eus ar moment-chou-se evel al laer mad, pe n'o devezo qet ar momentchou-se, evel mac'h êru gant qement a bec'herien, pere a ve surprenet gant ar maro.

3. *Jesus a respontas dezàn: me lavar deoc'h en gwirione, hirio e vezot ganén ebars er barados.* Jesus eta en creiz e humiliacionou hac e zouffrançou, a bardon ar pec'hejou, a justifi ar bec'herien, a zecid eus a gondicion an dud ebars èr bed al, a zigor an dorojou eus ar vuez hac eus an eurusted, a laqa da antren ar re en invoq, a assur dezo ar recompanç eternel; Jesus eta a so bepret Mestr absolu an ên hac an douar, Mab Doue, egal d'e Dad, ar memes Doue gantàn. Al laer mad, en creis e boaniou cruel, penos ec'h allas nonpas mervel gant ar joa o clêvet comzou Jesus, o receo un hevelep promessa assurêt dre le? Hirio, goude ur vuez a bec'hejou, ur moment a binijen, e viot ganén, gant Jesus, gant ho Salver, ebars er barados, ebars er plaç a repos, o c'hortos an deiz eurus en peini ec'h antrefot ganén en Rouantelez an ên, evit jouissa eus ar boneur eternel. Ar memes boneur a so prometet deomp; perac eta hon eus-ni qen nebeut a gourach evit



er meritout, qen nebeut a zezir d'er possedi? Mes, a vezo lavaret, al laer mad en devoa an assuranç; m'or befe ar memes tra, ne souetfemp nemet ar boneur-se, ne labourfemp nemet evit en em renta muyoc'h-muy dign anezàn! Eh bien, greomp qementse oll hac e vezimp ive assuret.

O laer mad, unissit ho pedennou gant hon re, evit obteni deomp ar c'hraç da verve eveldoc'h, ha da veza goude bet maro gant Jesus hon Redemptor ebars en demeuranç eus e c'hloar hac e eternite. *Amen.*

## CCCXXXVI. MEDITACION.

*An teir Mari ha S. Yan ous troad ar Groas.*

Yan. 19. 25-27.

1. „ Gouscoude Mam Jesus ha c'hoar e „ Vam, Mari, pried Cleophas, ha Mari- „ Madalen en em dalc'he en qichen ar Groas. „ Ne oa qet dre ur zantimant a gompassion hep-qen e voa deut Mari Mam da Jesus betec troad ar Groas; deut e voa en spéret a feiz hac evit caout lod er misteriou divin; ere en em accomplisse eno. Biscoas Mam, biscoas crouadur n'en eus souffret ur verzerenti qen

anqenius. Petra a oe he zantimanchou pa veias en peseurt stad e voa bet laqet he Mab gant ar vourrevien, pa glêvas an toliou morzol pere a anfonce an tachou ebars en e dreid hac en e zaouarn; pa er guelas savet er Groas, a ispill dre e c'houliou; pa er guelas insultet, outrajet, detestet, milliguet gant ar bobl en antier! O Mam a c'hlac'har! peseurt cleze a dreuz oc'h ene! Peseurt feiz, peseurt nerz n'oc'h eus-u qet, pa n'en oc'h qet trec'het dre un hevelep tourmant! Mari a zalc'h plaç an Ilis ous troad ar Groas. Offr a ra he Mab, hac en em offr a ra gantàn evit repari gloar an Otrou-Doue, evit delivra an dud, ha renta dezo ar justiç hac an immortalite. Evel ma partach poaniou he Mab, e partach ive e zantimanchou a humilite, a oboissanç, a respet en qever ar Vajeste souveren eus an Otrou-Doue, hac ar zantimanchou eus ar garantez ar muya ardant evit an dud. Antreomp ebars en he zantimanchou, ispicial pa asistomp ebars er sacrifiç santel eus an Ofern.

2. *Jesus o velet eta e Vam, hac en he c'hichen an Disqib peini a gare, a lavaras d'he Vam : greg, cetu aze ho Mab.* Pebes carantez ebars en S. Yan, ous en em derc'hel



en e za ous troad ar Groas, mes pebes recompanç, pa zeo roet evit Mab da Vari gant J.-C. Mes comprenomp ar mister. S. Yan a represant amàn an ol Gristenien; ol eta e zomp roet evit bugale da Vari. Jesus *a lavaras neuze d'an Disqib : cetu aze ho Mam.* Jesus n'en em gontant qet da lavarat d'e Vam, o tisqeuz dezi S. Yan : *Cetu aze ho Mab;* ajouti a ra, o comz ous an Disqib : *Cetu aze ho Mam.* Mari a so unan eus an donêzonou a ra Jesus deomp dre e Destamant. O Mari, ô Rouanez an êu! Gallout a ràn en lavarat, en lavarat a ràn, Mab òn deoc'h, ha c'houi a so Mam dìn. *Hac abaoue an heur-se an Disqib he c'hemeras en e di.* Pa en devoe Jesus rentet an huanaden diveza, pa oe bet disqennet eus ar Groas ha laqet er bez, S. Yan a guemeras gantàn ar Verc'hez, he respectas, he c'haras, he zervichas evel e Vam. Qemeromp evit Mari santimanchou a vugale fidel, henoromp-hi ispicial dre ur vuez bur, hac e tisqeuzo e zeo hor Mam dre ur broteccion sansibl, dre c'hraçoù choazet hac abondant, dre ur zicour pront ebars en ol danjerioù, en ol dentacionou, dre un asistanç special en heur ar maro.

3. An diou Vari al a zisqeuz ur garantez

gourajus evit o Mestr divin hac un affeccion particulier evit e Vam biniguet. Amàn e zint mui sset, ha goude-se n'en em zeparint qet. Epad huez hor Zalver e voant occupet d'er zervicha; goude e varo en em occupint da renta dezàn an diveza deveriou. Union eutus, peini en eus evit fin carantez Jesus hac ar pratiq eus an euvrou mad.

O graguez santel, pere a so en em gavet gant ar Verc'hez Vari hac an Disqib qer caret gant Jesus, ous troad Croas hor Zalver, pere oc'h eus clêvet e ziveza comzou, a so bet testou eus e huanadou diveza; pere oc'h eus meritet er guelet ar re guenta goude e Resurreccion, hac anonç ar c'hêlou a guementse d'an Ebestel memes, sollicitit evidomp un elvaden benac eus ho carantez ardant evit Jesus, hac eus ho fidelite jenerus evit e Vam. *Amen.*

## CCCXXXVII. MEDITACION.

*Tevalijen miraculus. Diou gomz a Jesus nebeut amzer aroc e varo.* Maze. 27. 45-49. Marc. 15. 23-36. Luc. 23. 44-45. Yan. 19. 28-29.

1. „ AR c'houec'hvet heur eus an deiz a oa neuze, hac an devalijen en em fennas dre



„ an douar en antier betec an novet heur, „ hac an eol a devalâs. „ An devalijen-se a c'hoarvezas d'ar bras loar, amzer en peini e celebret ar Pasq dre urz an Otrou-Doue, ne alle qet eta beza un devalijen ordinal ha naturel. An eol o veza tevallêt ennàn e-unan, an devalijen a dleye beza dre ar bed ol. An devalijen-se a sinifie penos an dud o devoa bevet ebars en devalijen a beini e zint bet delivret dre ar Groas ha dre ar maro eus ar Mestr souveren eus ar bed. Ar Judevien o devoa goulennet ur miracl ebars en êu; cetu ase unan dreist da guement a ellent da imajina, hac anoncet pel diaroc gant an Otrou-Doue en termeniou expres. Ar scrivanierien bayèn memes, a rapport penos archivou an impalaerdet Romen, a gompren ar miracl-se.

2. *Ha vardro an novet heur eus an deiz, Jesus a grias a voez huel, en ur lavarat: Eli, Eli, lamma sabacthani? da lavarat eo, va Doue, va Doue, perac oc'h eus-hu va abandonet?* Jesus n'en em glêm qet evit beza delivret, mes evit ober deomp hanaout ar zigor eus ar justiç divin, peini a c'houlenne o vije abandonet d'an eil outrajou, d'an tourmanchou, d'ar maro; en em glêm a ra evit

hon avertissa peguement e zeo coustet dezàn hor prena hac en em zoumeti da urz e Dad. En em glêm a ra evit disqi deomp penos n'en eo qet difennet ouzomp en em glêm, gant ma en em zoumetimp bepret da volonte Doue. Erfin, en em glêm a ra evit meritout deomp ar c'hraç da receo ar poaniou eus ar vuez hac ar maro memes, en punicion eus hor pec'hejou. Ar c'homzou-se pere en em gav ebars er Salm 21 hac ar rest eus ar memes Salm, a so suffisant evit prouvi Divinite J.-C. hac e Relijion. *Ur re benac eus ar re a oa eno presant ous en clévet o comz evelse, a lavaras : An den-se a c'halv Eli.* Donidiguez Eli a so bet ur sujet a errol evit ar Judevien hac evit certen heritiqet. Mes an Eli a c'hortoze ar Judevien a voa Yan-Badezour, hac a voa deut dija. An Eli a so gortozet gant an heritiqet ne zistrujo qet an urz etablisset gant J.-C. ebars en Ilis, ha ne justifio qet o rezistanç da zecisionou an Ilis-se.

3. *Goude-se Jesus o velet penos pep tra a voa consommet, evit ma vije accomplisset ur gomz eus ar Scritur, e lavaras : sec'het am eus.* Jesus a gonsider eus a lein ar Groas an ol brofeciou pere a sel e Bassion; unan n'en eo qet accomplisset c'hoas; lavarat a ra ur gomz



gomz hac e ra he accomplissa. *Mes beza e voa eno ur vessel leun a vinégr. Var an instant unan anezo a redas da guemer ur spoue peini a gargas a vinégr, hac o veza laqet hysop var e dro, hac er staguet ous penn ur gorzen, en presantas dezàn evit eva. Ar real a lavare ive : gortozit, guelomp hac én a deuyo Eli d'en distaga dious ar Groas.* An hysop a voa bet implijet d'ar Pasq qenta, d'an delivranç qenta eus an Hebreanet, hac a vije implijet ebars er sacrifiçou evit ar pec'het : en em gaout a ra implijet d'ar guir Basq, d'an delivranç jeneral dre J.-C., evit disqeuz deomp penos an Alianç ancien a voa ar figur eus an Alianç neve. Goulennomp gant ar Profet beza arozet gant an hysop-se, ha purifiet gant Goad an Oan Pascal, imolet evit etablissa an Alianç neve.

O Jesus, falvezout a ra deoc'h eva betec al li ar C'halir a humiliacionou hac a boaniou presantet deoc'h gant ho Tad. O velet ar pez e zeo coustet deoc'h va excejou, en em ancourajin d'en em bunissa evite me va-unan. Grit ma souffrin ganeoc'h hac evidoc'h, evit ma satisfin d'ho justiç, ha mac'h obtenin mizericod, dre ho meritou. *Amen.*

## CCCXXXVIII. MEDITACION.

*Diou gomz diveza a Jesus, hac e varo.* Maze. 27. 50. Marc. 15 37. Luc. 23. 46. Yan. 19 30.

1. „Jesus eta o veza qemeret ar guinêgr, „ a lavaras : pep tra a so peur-êchuet. „ Da lavarat eo, an ol brofeciou, pere a sel va buez ha va maro, a so accomplisset; bolonte va Zad a so grêt; rançon an dud a so pêet; va ol dourmanchou a so finisset; va zacrifiç a so acceptet; n'em eus muy da ober nemet mervel, ha mervel a rân. Evidòn, ô va Jesus, e prononcit ar gomz-se : pép tra a so consommet, evit ma chomo imprimet em c'halon.

2. *Ha Jesus o crial, a lavaras gant ur voez crén : va Zad, me a laqà va ene entre ho taouarn.* Un necessite eo evit ar pec'her evel evit ar just, renta un deiz e ene entre daouarn an Otrou-Doue. Ar c'horf a deu eus an douar, ret e vezo en renta d'an douar; ar speret a deu digant Doue, ret eo ma retornfe da Zoue. Ar c'homzou a lavar amàn hor Zalver, eo ar re a dleomp da lavarat honnan pa dosta ar maro, a dleomp da lavarat bemnos qent en em rêy d'ar c'housqet, hac



...u calz a occasionou al. Mes ous o lavarat, sònjomp er stad eus hon ene. Jesus a rent e ene pur ha santel; en peseurt stad e màn hon hini, evit beza rentet entre daouarn an Doue a burete hac a zantelez? O Jesus, ar zònjêsonse a ra dìn fremissa; dizesperi a rajen ma n'ho pije qet scuillet ho Coad evit va furifia. Goude beza grêt va fossubl evit en em laqat en stad a c'hraç dre ar Zacramanchou, e rentìn va ene gant confianç entre daouarn va Zad, a beini oc'h eus appezet ar justiç.

3. *Mes Jesus o crial gant ur voez crén evit an eil guech, hac o plega e benn, a rentas e speret.* Ar c'hri crén-se a zisqeuz penos Jesus a varv libramant ha nonpas dre necessite; plega a ra e benn evit merqa e zoumission da urz e Dad; o renta e speret e chom bepret Mestr d'en adqemer pa blijo gantàn. Jesus maro a so eta victorius ha nonpas trec'het. Dre ar maro en eus chadennet ar prinç eur ar maro, en eus distrujet ar pec'het, reparet an offanç grêt d'an Otrou-Doue, serret an ifern, digoret ar barados, acquisitet pep pouar ebars en êu ha var an douar, ar guir da varn ar re veo hac ar re varo, ha da assina dezo poaniou pe recompançou eternel. Jesus o vervel en eus

êchuet an œuvr eus hon redempcion, en eus adganet ac'hanomp evit ar vuez, en eus rentet deomp ar guir var an imortalite. Eus a varo Jesus e ten ar Zacramanchou ar vertuz da rêy deomp pe da gresqi ennomp ar vuez eus ar c'hraç. Dre varo Jesus, ar maro a so evidomp ar passach eus ur vuez maleurus da ur vuez eurus, eus ur vuez temporel da ur vuez eternel; an esperanç-se a zouten, a gonsol ac'hanomp, a zouça an ol labouriou, an ol boaniou eus ar bed-màn, a anflam hor c'halonou a zeziriou ar muya santel. N'on eus muy a horrol rac ar bez pa zonjomp penos J.-C. a so bet entêret; pa zeo ressuscitet, hon eus an assuranç da veza ressuscitet ni hon-unan. Mar d'eo c'hoas ar maro anqenius ha spontus, maro Jesus a grea ac'hanomp, a zisq deomp plega hor penn gant soumission, ha mervel gant carantez.

O va Jesus, credi a ràn penos e zoc'h marvet evidon; penos eta em eus gallet beva bete vremàn hep ho carout? Pep tra a so peur-êchuet eus ho perz dre oc'h oboissanç da volonte ho Tad, ha dre ar garantez gant peini oc'h eus bet sec'het eus hor zilvidiguez. Pep tra a so peur-êchuet evit ar vad oc'h eus deurvezet da ober deomp, hac ar souffrançou da bere e



zoc'h en em zoumetet. Pep tra a so peur-êchuet; ar mister a vadelez eus ho perz, ar mister a valiç a berz oc'h adversourien. Laqet o deus ac'hanoc'h d'ar maro; ne allent qet ober brassoc'h fallentez; marvet oc'h evidomp, ne allec'h qet disqeuz brassoc'h carantez. Petra a rentin-me deoc'h evit ur c'hraç qer precius? Ne bermetit qèt e sortifen eus ar bed-màn hep beza disqeuzet deoc'h va anaoudeguez vad d e va fidelite, o respont ous an desseniou eus ho mizericord. Grit m'am bezo ur zec'hed cuntinuel hac ardant eus ho cloar ha va zilvidiguez; grit ma varvin gant muy a garantez eguet a spont; roit din ur galon a vuguel, evit ma lavarin deoc'h gant confianç : *va Zad, renta a ràn va ene entre ho taouarn.* Amen.

## CCCXXXIX. MEDITACION.

*Burzudou éruet var maro Jesus.* Maze. 27. 51-56. Marc. 15. 38-41. Luc. 23. 47-49.

1. „ HAC an eol a gollas e sclêrijen. „ Pa varvas Jesus, an devalijen comancet abaoue creiz-de betec teir heur a gresqas, ha goude e varo an eol a adparissas gant e ol sclêrijen, evit anonç d'ar bed ar sclêrijen neve a yê da

barissa var an ol nacionou, dre J.-C., an eol a justiç.

2. *Er memes amzer ar voal eus an Templ en em frégas en daou béz, adalec al lein betec an traon.* Ar voal-se a zispartie an andret eus an Templ hanvet *Sant ar Zent* dious ar rest. Ar Bêleg-Bras hepqen a antree eno ur vech ar bloas, hac evit-se e ranqe ober preparacionou bras, hac ol dindan boan a varo. Ar voal frêguet a zinifie penos ar sacrifiçou a offret ebars en Templ a finisse evit rêy plaç d'ar sacrifiç unic eus un Doue imolet var ar Groas; penos ar figurennou ancien a oa accomplisset dre varo J.-C., ha penos dre ar memes maro e voa digoret an êu, goude beza bet serret epad qement a sieclou. Ah! pebes boneur evidomp beva dindan rën J.-C., gouzout e màn ebars en êu, hac en eus-àn digoret evidomp!

3. *An douar a grenas, ar vein a fraillas, ar beziou a zigoras.* An douar a grën evit disqeuz peguen horrubl e oa crim ar Judevien; ar vein o frailla a rebech dezo o c'haleder; ar beziou o tiguêri a verq ar victor en eus gonezet J.-C. var ar maro. Pa barisso Croas J.-C. ebars en êu, ar memes burzudou a vezo nevêêt



mes evit dizesper ar re vechant hac evit gloar ar re just: a beseurt nombr e vezimp-ni?

4. *Ha calz a gorfou Sent, pere a oa maro a ressuscitas; hac o veza sortiet eus o beziou goude Resurreccion Jesus, e teujont ebars er guær zantel, hac e voent guelet gant calz.* Ebars en amzer entre Resurreccion J.-C hac e Asçansion, ar Zent-se ressuscitet a apparissas da galz a dud en Jerusalem, evel J.-C. o Chef a apparisse d'e Zisqibien. An appariçionou-se a zervichas da grevât feiz an dud fidel, a dle crevât hon hini, hac anima hon esperanç, pa zeo ive Resurreccion J.-C. an exempl hac an arrhes eus hon hini.

5. *Ar Santenier, peini a oa eno presant dirazàn, o velet ar pez a oa éruet, hac penos Jesus a oa marvet o crial a voez huel, a rentas gloar da Zoue, en ur lavarat: certenamant an den-se a oa just; ha qement a oa gantàn oc'h evessa Jesus, o veza guelet ar c'hrèna douar, ha qement a c'hoarveze, a oe sézisset gant un aon vras, hac a lavaras: an den-se a oa en guirione Mab da Zoue. Hac ar bobl ol peini a oa presant er spectacl-se, hac a vele ar pez a dremene, a retorne o sqéy var o feultrin. Qement a oa eus a hanaoudeguez*

*Jesus, hac ar graguez pere o devoa en heuillet a Chalilee, a oa eno ive hac a selle a ziabel ar pez a choarveze. Entre ar re-se e voa Mari Madalen, Mari, Mam Jacqes ar yaouanq ha Joseph, Salomee, mam bugale Zebedee. Beza e oa c'hoas calz a real pere a oa deut gantàn da Jerusalem.* Er moment ma varv Jesus, an natur en antier a so en mouamant; an ên hac an douar a zifen e gos; ar re en evessa a gred ennàn hac a scò var o feultrin dre an aon a beini e zint sêzisset, ha ne gavont o assuranç nemet ebars en ur binijen bront. Peguer consolant e oe ar miraclou-se evit mignonet Jesus! Caromp, heuillomp, servichomp Jesus ha gortozomp ar fin. Ur spont eternel a vezo partach e enemiet, ur gonsolacion eternel a vezo hon hini.

Roit din, ô Jesus, ur vertuz solid ha constant, evit ma chomin fidel deoc'h en amzer ne vezo nemet confusion abers an dud evit ar re en em zisclêryo evidoc'h. Grit ma rentin deoc'h buez evit buez, o consacri d'ho carantez an ol amzer em eus da dremen var an douar, hac oc'h offr deoc'h va maro evel ur sacrific, pa em galfot eus ar bed-man. *Amen.*



## CCCXL. MEDITACION.

*Costez Jesus digoret.* Yan. 19. 31-37.

1. „ Mes ar Judevien, gant aon ne chomje „ ar c'horfou ous ar Groas deiz ar Sabbat, rac „ beza a oa deiz ar breparacion, hac ar Sabbat- „ se a oa solemnel, a bedas Pilat ma vije torret „ o diouc'har dezo, ha ma vijent lammet dious „ ar Groas. Dont a eure eta soudardet pere a „ dorras diouc'har an daou laer pere a oa bet „ crucifiet gantàn. Mes o veza êru gant Jesus, „ hac ous er guelet maro, ne dorjont qet e „ ziouc'har; mes unan eus ar zoudardet a zi- „ goras e gostez gant ul lanç, ha qerqent e „ sortias goad ha dour. An hini en eus guelet „ a rent testeni, hac e desteni a so guir, ha „ gouzout a ra e lavar ar virione, evit m'en „ credot ive. Rac an traou-se a so bet grêt, „ evit ma vije accomplisset ar gomz-màn eus ar „ Scritur : ne dorfot qet e esqern. C'hoas a so „ lavaret ebars en un andret al eus ar Scritur: „ Guelet o deus an hini o deus toullet. „ Sant Yan peini a oa Abostol, ha peini a oe Avieler en em gavas ous troad ar Groas, en plac da velet tout, ha da renta testeni d'ar bed ol.

Admiromp gantàn an accomplissamant parfet eus a ziou brofeci ebars er circonstanç-màn. Hac e vije sortiet ar zoudardet a di Bilat gant urz hàc ebars an desseign d'o accomplissa, birviqen n'o devije grêt fideloc'h o c'homission. Mes ne ouient netra eus ar brofeciou, beza o devoa urz da derri an diouc'har, ha nonpas da ziguêri ar c'hoste; ne reont qet ar pez a so ordrenet dezo, ober a reont ar pez n'en eo qet ordrenet, ar brofeciou a accomplissont. O Providanç divin! pep tra a obois deoc'h, netra ne rezist ouzoc'h!

2. Misteriou a gostez Jesus digoret. 1. An dreist-muzur a garantez Doue. Jesus n'en em gontant qet da rêy deomp e galon o souffr hac o vervel evidomp; c'hoas e fel dezàn e ve digoret ar galon-se deomp, evit ma velimp o sortial ar banac'hou divezà eus e oad, ma leonimp ennàn an dreist-muzur eus e garantez ardant, mac'h antreimp ennàn evel ebars en ur fournez a garantez, evit teuzi ar scorn eus hor c'halon hon-unan, evit en em anflami a garantez. O carantez! ô carantez! consumit va c'halon, chasseit anezàn pep carantez al. 2. Formacion an Ilis. Evel Doue e roas da Adam ur pried tennet eus e gostez, ar c'hig eus e guig,



an ascorn eus e esqern; evelse Doue en eus roet d'e Vab, hac a Mab-se en eus roet dezàn e-unan ur pried peini eo an Ilis, tennet eus e gostez, purifiet ebars en e oad, hep souilluren. Evel an ol dud a deu eus an den qenta dre e bried tennet hi he-unan eus e gostez, evelse ol adoratoret fidel an Otrou-Doue a renq beza anjandret dre an Ilis, pried J.-C., formet hi he-unan eus e gostez. Erfin evel union Adam hac Eva a oa an imach eus a union J.-C. gant e Ilis; evelse, union J.-C. gant e Ilis a so an exempl eus a briadelez ar Gristenien, rentet dre eno ur Zacramant bras en J.-C. hac en e Ilis. Hac a visteriou preparet a ziabel hac accomplisset ol en J.-C.! 3. Ar Zacramanchou. An Tadou Zantel a hanav c'hoas ebars en costez J.-C. digoret, ar zourcen eus ar Zacramanchou, abalamour ma zint ol an effet eus e garantez hac ar pris eus e Oad. En memor eus an dour hac ar goad sortiet a gostez Jesus, e vesqer dour gant ar guin ebars en Oferen. An Ilis a hanav evit unan eus he Merzerien ar zoudard a doullas costez Jesus. Pedomp-an da obteni evidomp ar c'hraç da brofita evel m'en eus grêt, eus ar graçou a bere e tigoras ar zourcen. 4. Ar maro a Jesus a so prouvet er

fêçon ar muya patant dre e gostez toullet; hac Eva tennet eus a gostez Adam qeyta ma voa cousqet, a represante penos e vije en amzer ar maro a J.-C. e vije formet an Ilis e bried, hac e sortije eus e gostez digoret.

O va Jesus! conservi a rit ebars en ên memes ar merqou eus a c'houli ho costez, qercoulz hac eus ar gouliou eus ho trêid hac ho taouarn. En deiz diveza e parissint d'ar bed ol; ober a rint assuranç an dud just ha confusion ar bec'herien. Bremàn ec'h allàn en em denn enne evit en em burifia eus va fec'hejou. En ho calon ispicial e fel din en em goach evit en em laqat en assuranç dious adversourien va zilvidiguez, evit en em oëlc'hi hep ces muyoc'h-muy ebars en dour hac er goad a so sortiet eus ar zourcen-se a c'hraçou. *Amen.*

## CCCXLI. MEDITACION.

*Jesus sebeliet hac entéret.* Maze. 27. 57-61. Marc 15. 42-47. Luc. 23. 50-56. Yan. 19. 38-42.

„ Goude-se pa oa êru an nos, evel ma „ oa deiz ar breparacion, da lavaret eo, an „ deiz diaroc ar Sabat, e teuas un den pinvidiq „ a Arimathi, hanvet Joseph, peini a oa un



„ Dijener nobl, just ha vertuzus, peini n'en „ devoa qet bet a lod en complod ar Judevien, „ nac ebars er pez o devoa grêt. Beza a voa „ eus ar re a c'hortoze rën an Otrou-Done. „ An den-se a yas gant hardieguez da gaout „ Pilat, hac evel ma oa Disqib da Jesus, mes „ en secret, abalamour ma touje ar Judevien, „ e c'houlennas digantàn Corf Jesus, hac en „ suplias da bermeti dezàn en sebelia. Daouest peguen abandonet e ve cos J.-C., ar Brovidanç a fournis bepret evit he zouten, tud illustr, eus ur brobite, ur feiz, ur Relijion hanavezet, a bere an exempl en em oppos d'ar scandal comun, hac a bere ar sclêrijen a el regli ar bobl var ar pez a dremen dirac e zaoulagad. *Pilat souezet e vije dija maro, a ras diguemen ar Santenier, hac a c'houlennas digantàn hac én a oa maro en effet. Ar Santenier o veza en assuret e voa maro, ec'h accordas ar c'horf da Joseph, hac ec'h ordrenas ma vije livret dezàn.* Ar re a zouetfe c'hoas eus a varo Jesus, a ve muyoc'h amcredul eguet Pilat. *Mes Nicodem, peini a oa bet guechal o caout Jesus en nos, a deuas ive gant vardro cant livr myrrha hac aloued mesqet assambles.* En em unissomp gant ar personachou jenerus-

se, ha rentomp hon homajou d'ar c'horf acorabl eus hor Mestr divin.

2. *Joseph o veza prenet ul lincel, a zisqennas Jesus eus ar Groas. Joseph o veza recevet ar c'horf, e laqjont endro dezàn ul lincel venn gant lienou, gant traou a c'hoez vad, hervez ar c'hustum da zebelia etouez ar Judevien. Beza a oa ur jardin elec'h en peini e voa bet crucifiet, hac ebars er jardinse ur bez neve, en peini ne oa bet c'hoas laqet den ebet; evel ma voa eta deiz ar breparacion, ma yé ar Sabbat da gomanç, ha ma voa tost ar bez-se peini en evoa grét Joseph da dailla ebars er garrec, e laqas eno Jesus. Neuze o veza ruillet ur men bras ous antre ar bez, en em retirjont ol.* Appliqomp qementmàn deomp hon-unan pa gomuniomp. Al lincel venn a verq ar burete a gonscianç peini a renqomp da brena dre ur gôvession vad; ar c'hoeziou mad a zinifi ar vertuziou pere a dle beza ennomp ur c'hoez vad evit Jesus; al lienou a zinifi ar vodesti, ar vortificacion eus hor zantimanchou. Hor c'halon a dle beza ur bez neve dre an inoçanç conservet pe reparet; ar garrec hac ar men laqet var an antre eus ar bez a verq ar rezolucionou ferm a dleomp



da guemer, hac ar gonstanç o terc'hel mad dezo betec ar fin.

3. *Mès ar graguez pere a oa deut a Chalilee gant Jesus, o veza heuillet Joseph, a gonsideras ar bez, ha penos e voa bet laqet ennàn Corf Jesus. Hac o veza retornet a-c'hane, e preparjont traou a c'hoez mad; neuze e chomjont en repos deiz ar Sabbat, hervez mac'h ordrene al Lezen. Gouscoude Marie-Madalen, ha Mari al, ha Mari Mam Joseph o veza azezet dirac ar bez, a zelle pelec'h e voa bet laqet* Corf Jesus. Ar memes respet, ar memes affeccion a gundu ar graguez ol, qen ar re a chom da gonsideri ar bez, qen ar re a ya da brepari parfumou.

O Jesus, reposi a rit var hon Oteriou en Corf, Goad, Ene ha Divinite : renta a rin deoc'h an homajou eus ur feiz beo, hac an deveriou eus ur garantez tener. Chom a rin ganeoc'h a speret hac a galon, pa ranqin ho quittât a gorf evit vaqi d'an obligacionou eus va stad. Va ol ardeur a vezo eu em antreteni ganeoc'h, en em unissa ganeoc'h dre ho Sacramant, o c'hortos jouissa ac'hanoc'h ebars en ho cloar. *Amen.*

## CCCXLII. MEDITACION.

*Ar Bez evessét ha siellet.* Maze. 27. 62-66.

1. „ An deiz varlerc'h ar breparacion, Prin-„ cet ar Vêleyen hac ar Pharisianet a deuas „ da gaout Pilat, hac a lavaras dezàn : Otrou, „ deut so memor deomp penos an trompler-„ se en eus lavaret, pa voa c'hoas en buez : „ ressuscita a rìn tri devez goude va maro. „ An dud impi eus hon amzer a drêt ive Jesus a drompler ; rêv a reont dezàn hanoyou al c'hoas muyoc'h dishenorabl. Mes evel ar Judevien o deus bepret aon rac ar gomz vras en eus prononcet : *Ressuscita a rìn tri devez goude va maro.* Cuza a reont o inqietud ur certen amzer ; mes oblijet int, evel ar Judevien, d'he dizolo, pa dosta an termen da barissa dirac ar Barner peini o deus insultet.

2. *Comandit eta ma vezo grêt goard var ar bez betec an drede deiz, gant aon ne deufe e Zisqibien da laerez e Gorf, ha ne lavarfent d'ar bobl, ressuscitet eo a douez ar re varo : an eil errol-se a ve goas eguet an hini qenta.* Disqibien Jesus, pere a so bet qen aonic ha qer lach epad e vuez, penos e vent hardi aoüalc'h



aoüalc'h evit laerez e Gorf goude e varo ? Ma laerjent e Gorf maro, e vouijent n'en eo qet ressuscitet ; penos eta e soutenjent un hevelep gaou dirac ar bobl ? Peseurt rêzon o deffe d'en ober ? Ma ne ressuscit qet o Mestr, ne allont gortoz netra digantàn. Ar re o deus laqet ar Mestr d'ar maro, espern a rint-y an Disqibien ? Erfin, penos ec'h ouffe an Disqibien-se en em accordi ebars en o zesteniou, ha beza constant ebars er suppliçou a denfent varnezo ? En ur gomz, ma ne ressuscit qet J.-C., den n'en eus interest da lavarat e ve ressuscitet ; n'en eus den capabl da brouvi e zeo ressuscitet ; den eta ne gredo e ve ressuscitet. Ar Judevien eta n'o deus qet aon ne ve credet Resurreccion J.-C., mar d'eo un errol ; mes aon o deus ne ve guir, ne ve prouvet dre bep seurt miraclou, ne ve credet gant ar bed ol, ha neuze ne vent-y detestet evel muntrerien eus o Doue, eus o Zalver : cetu aze ar pez a ra aon dezo ; cetu aze ar pez a ra dezo qemer qement a brecocionou ; cetu aze ar pez a êrno en despet da guement a rint.

3. *Pilat a respontas dezo : beza oc'h eus goardou ; it, grit en evessát evel ma qavit mad. Mont a rejont eta, hac evit beza sur*

*eus ar bez, e rejont sielli ar men, hac e laqjont goardou.* Ne allent qet ober ouspen evit un assuranç parfet : piou a gredo essa forci ar goard, ha touch ous ar ziel? Cetu aze prudanç ha maliç an dud enep da J.-C. memes goude e varo : mes an hini a rën ebars en ên, a rento inutil o frecocionou, a zistrujo o c'homplodou, en em zervicho anezo memes evit gloar e Vab, evit prouvi e Resurreccion en ur fêçon incontestabl.

O Providanç divin, qement a ra an dud enep deoc'h, a so nonpas hepqen inutil, mes a gontribu memes d'o tesseniou! Ennoc'h hepqen e vezo va c'honfianç. *Amen.*

## CCCXLIII. MEDITACION.

*An nos entre ar Zadorn hac ar Zul.*

Maze. 28. 1-4. Marc. 16. 1.

1. „ An nos ar zadorn peini a gomanç ar „ zul, Mari-Madalen gant Mari al a yas da „ velet ar bez. Pa voe tremenet deiz ar Sabbat, „ Mari-Madalen ha Mari, Mam Jacqes ha „ Salome, a brenas parfumou evit mont da „ ambomi Corf Jesus. „ Imitomp ferveur Madalen o vizita hor Zalver ebars en Tabernacl, ispicial an deiz diaroc ar gomunion. Eno en



em livromp da zantimanchou tener a garantez, ha da zeziriou ardant da velet ar moment eurus en peini e recevimp J.-C. Un esperanç qen douç a dle occupi ac'hanomp ebars en nos, ha difuni ac'hanomp aroc an deiz. C'hoas ec'h allomp imita carantez Madalen hac he c'hompagnonez, oc'h ober un aluzen benac hervez hor pouar; qementse a denno varnomp graçou abondant.

2. Ene Jesus separet dious e Gorf a voe bepret unisset gant an divinite, ha bepret ene un Doue. Jesus a zisqennas en ene d'an ifernou, da lavarat eo, d'al limbou, en pelec'h e voa an dud just maro aroc Donidiguez hor Zalver. Pebes joa evit an eneou zantel-se pa veljont o Doue, o Liberator peini a c'hortozent gant qement a ardeur, ha calz anezo abaoue qement a amzer! Corf Jesus separet dious e Ene a chomas ive bepret unisset gant e Zivinite, a oa bepret Corf un Doue, dign ebars er stad a varo memes eus a adoracion an dud hac an Ælez. Rentomp hon homajou da Ene ha da Gorf Jesus separet evit peur-êchui an euvr demeus hon Redempcion. An Aviel ne apport qet Resurreccion J.-C., comz a ra hepqen eus a Jesus ressuscitet. Credi a rêr

penos J.-C. a ressussitas da anter-nos, evel ma creder e voe ganet da anter-nos. E Resurreccion a assur ac'hanomp eus hon reconciliacion gant Doue, eus hor justificacion. Resurreccion Jesus a so an arhés hac an exempl eus hon hini; eveltân e ressuscitimp glorius, ajil, subtil, exant a zouffrançou hac a varo, mar marvomp ebars en e c'hraç santel. Erfin, Resurreccion J.-C. a so ar sqüer eus a resurreccion hon ene d'ar c'hraç. Evel Jesus en eus qemeret ur vuez neve, e tleomp ive beva eus ur vuez neve; evel Jesus a so ressuscitet en guirione, a so en em disqeuzet ressuscitet, ha ne varv muy; eveise hor c'honversion a dle beza sincer, edifiant ha constant.

3. *Hac en un tol e voe ur c'hrena bras a zouar; rac Æl an Otrou a zisqennas eus an én, hac o tostât e savas ar men, hac ec'h azeas varnezàn.* Pa zisqennas an Æl, Jesus a oa ressuscitet, ha ne oa muy ebars ar bez. Evit sortial n'en evoa qet bet ezom e vije lamet ar men, evel n'en devoe qet ezom evit antren ebars er Cenacl e vije digoret an orojou. Resurreccion Jesus a c'hoarvezas en secret, ha ne oe qet exposet da zaoulagad profan. Ar zoudardet ne oant en em zantet a netra, hac a guntinue da



ober ar goard. An douar a grenas pa voe an Æl disqennet eus an ên, a dorras ar siel sacrilech a oa laqet var ar bez, hac a zavas hep effort ar men enorm peini a zerre an antre. *E vizach a oa caer evel ul luheden, hac e visqamanchou guen evel an êrc'h.* Ar guender eus e visqamant a anonce da vignonet Jesus an deiz eurus peini a yê da bara varnezo, hac ar solemnite eus ar Pasq neve peini e zent da celebri. Dindan ar memes liou e celebromp c'hoas ar Pasq, hac al liou-se a so an imach demeus a burete hor c'halonou. Mes an ær anflamet a baris var e vizach a anonç ar goler a beini e zeo animet enep da enemiet J.-C. *Ar goardou a oe scòet eus ur spont qer bras, ma teujont evel maro.* Deut, Bêleyen, Scribet ha Pharisianet, guelit en peseurt stad e zeo rentet ar re oc'h eus armet enep da un den maro! Ho triomph a so finisset, hac e hini a gomanç var e vez, evit accomplissa ar gomz-màn eus ar Profet: *E vez a vezo glorius.* Netra n'en eus touchet ous ho soudardet, den n'en eus comzet oute, ha cetu penos e zint rentet, evit ar pez o deus guelet hepqen. Ma n'en int qet maro, mar d'eo permetet dezo sevel hac en em denn, eo evit ma clêfot gante penos e zoc'h trec'het, ha Jesus glorifiet.

Ho Resurreccion, ô va Zalver, a anonç d'oc'h enemiet petra o deus da zouja aberz ministret ho venjanç; mes evidòn e vezo ur sujet a gonsolacion, abalamour ma zoc'h ressuscitet evit va ressuscita va-unan d'ar c'hraç ha d'ar gloar. Sicourit ac'hanòn enep d'an difficulteou am eus c'hoas da drec'hi; pellait adversourien va zilvidiguez; digacit dìn oc'h Ælez santel, cunduit va ol demarchou evit ma veritìn ho quelet ebars en eternite. *Amen.*

## CCCXLIV. MEDITACION.

*Madalen a deu d'ar Bez d'ar Zul vintin aroc an deiz.* Maze. 28. 2-4. Yan. 20. 1-10.

1. „ HA d'ar Zul e teujont mintin mad d'ar „ Bez, an eol o veza dija savet. „ Mintin mad hac an eol o veza savet a so diou amzer differant. Ne gomzomp amàn nemet eus an hini guenta, peini a so expliqet evellen gant S. Yan : *Mes ar zul Mari-Madalen a deuas d'ar bez eus ar mintin, pa oa c'hoas an devalijen var an douar.* Dre an dilijanç-se e hanavezer carantez Madalen evit Jesus. *Hàc e lavarent : piou a lamo deomp ar men peini a zèr ar bez?* Rêzon o deus da c'houlen piou a lamo ar men,



rac apparanç a so ne vijent qet bet capabl d'en lemel. Mes rêzon o deus avanç bepret; rac pa inspir an Otrou-Doue un œuvr mad, e fournis ar voyen da drec'hi an difficulteou. *Hac o veza sellet, e veljont savet ar men; rac beza e oa bras meur bet. Mes, d'ar zul Mari-Madalen a deuas d'ar bez eus ar mintin, pa oa c'hoas an devalijen var an douar, hac e velas penos ar men a oa lamet divar ar bez. Madalen a redas eta, a deuas da gaout Simon-Pêr, hac an Disqib al peini a oa caret gant Jesus, hac a lavaras dezo : cacet eo an Otrou eus ar bez, ha ne ouzomp qet pelec'h e zeo bet laqet.* Madalen a zisqeuz muyoc'h-muy he affeccion dre he fermete, he c'hourach, he furnez, he ardeur. O greg crén! Peguement en em rent dign eus ar faveuriou a brepar Jesus dezi!

2. *Pêr a bartias qerqent evit mont d'ar bez, hac an Disqib al-ont gantàn. Redec a rent o daou, mes an Disqib al a yas aroc da Bêr, hac a éruas ar c'henta. Hac o veza pleguet e velas al linceliou pere a oa var an douar, mes ne antreas qet. Simon-Pêr peini en heuille, a éruas nebeut goude, hac a antreas ebars er bez, en pelec'h e velas ive al lienou pere a oa eno. Evit al lien a oa bet*

*laqet var e benn, ne oa qet gant al lienou al, mes pleguet a goste. Neuze an Disqib al, peini a oa éru ar c'henta a antreas ive ebars er bez; guelet ha credi a eure; rac ne ouient qet c'hoas ar pez a lavar ar Scritur, penos e voa ret ma ressuscitje a douez ar re varo. An Disqibien goude-se à zistroas d'ar guær.* An daou Abostol en em rent gant hast evit guelet ar pez en devoa lavaret Madalen dezo. S. Yan a êru ar c'henta, a c'hortoz S. Pêr, ha dre respet ne antre nemet en e c'houde ebars er bez. Beza a so hac a gred penos ar pez a hanver ar *Suér* Zantel, eo ar mouchouer gant peini e voa bet goloet penn Jesus, ha peini a alle beza conservet ar merqou eus e vizach. Darn o deus sònjet penos S. Yan en devoa credet adalec neuze Resurreccion Jesus; mes apparanç a so dre ar pez a deu varlerc'h, e credas hepqen ar pez en devoa lavaret Madalen, penos ur re benac en devoa cacet ar C'horf gantàn. An Otrou-Doue a accomplissee zesseniou leun a furnez, a zispose an Ebestel da receo sclêrijennou neve, qen e vijent erfin capabl da zouten ar vel anezàn, ha d'en em assuri eus e Resurreccion.

O va Jesus, d'ar bez e ya an daou Abostol,



hac ar graguez santel da glasq ac'hanoc'h; dre ar vortificacion hepqen, hac o vervel din va-unan ec'h allàn esperi ho caout. Roit din ar c'hraç eta da vervel din va-unan, evit ressuscita ganeoc'h, hac evit cundui ur vuez hànval ous oc'h hini, da lavaret eo, ur vuez neve, divin hac imortel; neve dre ar chenchamant, eus va accionou, divin dre ar burete eus va zantimanchou, imortel dre ar berseveranç ebars er vad. Grit ennòn ar chenchamant eurus-se, ô va Doue. Grit din tremen eus ar maro d'ar vuez, eus an devalijen d'ar sclêrijen, eus ur vuez imparfet d'ar vuez barfet. Grit ma cresqìn bepret en sclêrijen, en vertu, qen a êruìn ganeoc'h, ô sourcen a sclêrijen hac a vuez! *Amen.*

## CCCXLV. MEDITACION.

*Jesus a apparis da Vadalen.*

Marc. 16. 9-11. Yan. 20. 11-18.

1. „ Mes Mari en em dalc'he ermès tost „ d'ar bez, beuzet en he daëlou; hac evel ma „ voele, he plegas hac he sellas ebars er bez. „ Mari n'en em retir qèt gant an Ebestel; ne al qèt quittât ur plaç en peini e voa bet laqet he Mestr; bepret ec'h espere en caout eno.

Allas! n'er c'hav qet; ne chom ganti nemet he glac'har hac he daëlou. Pet guech e c'halvas he Mestr Divin, pet guech e prononças e Hano adorabl! O ene dezolet, perac e chomit-hu ebars en ur plaç qer trist evidoch? Perac e sellit-hu c'hoas ebars en ur bez en peini ne màn muy ho Mestr? Ah! ma claqfemp Jesus evel Madalen, goude beza collet e c'hraç dre ar pec'het, pe e gonsolacionou dre hor c'hlouarder, ma santfemp evel Madalen péguer bras col hon eus grêt, ma talc'hfemp da glasq Jesus, m'er galvfemp dre hor c'hri hac hon daëlou, er c'havfemp gant un abondanç a joa peini a dremenfe hon esperanç. *Hac e velas daou Æl guisqet en guen, azeet el lec'h ma vòa bet laqet corf Jesus, unan ous ar penn hac un al ous an tréid, pere a lavaras dezi: greg, perac e voelit-u? Respont a eure dezo: cacet o deus va Mestr gante, ha ne ouzòn qet pelec'h e zeo bet laqet.* Clasqomp Jesus evel Madalen, ne glasqomp nemetàn, ne gomzomp d'e Ælez, d'e Vinistret nemet évit en caout; chasseomp eus hor c'halon peb attach, peb interest, peb dezir al, hac hep dale en em rento d'hon deziriou. *O veza lavaret qementse, e tistroas; guelet a eure Jesus en e*



*za, hep gouzout e oa én a oa eno. Jesus a lavaras dezi: greg, perac e voelit-u? Piou a glasqit-u? Hi, o sònjal e voa ar jardiner, a lavaras dezàn: Otrou, mar d'eo c'houi oc'h eus-àn cacet ganeoc'h, lavarit dìn pelec'h oc'h eus-àn laqet, ha me er c'haço ganén.* Madalen ne zoupçone qet e voa Jesus a gomze outi; én a oa gouscoude. Ha gant peseurt complezanç e vel santimanchou Madalen, he deziriou, he c'harantez, he ferseveranç, he c'hourach! Gant peseurt complezanç e za d'he recompanci! Ah! ma velfe an Otrou-Doue ennomp ar memes disposicionou! Mes ar c'hontrol a êru. Evit plijout d'ar bed, evit contanti hor passionou, ec'h antreprenomp traou dreist d'hon nerz; evit an Otrou-Doue hac hon ene e cavomp pep tra impossubl.

2. *Jesus a lavaras dezi: Mari! Qerqent e tistroas hac e lavaras dezàn: Rabboni! Da lavaret eo, va Mestr.* N'e zeus nemet diou gomz: *Mari! va Mestr!* Mes hac a sclêrijennou hac a c'hraçou a accordas Jesus o prononç an hini qenta; gant peseurt transport a joa hac a garantez e prononças Madalen an eil! O Jesùs! oc'h hanaout a ràn evit va Mestr; hanavezit ac'hanòn evit ho Tisqib. En em roit

da hanaout d'am c'halon, ha consùmit-àn gant ho carantez divin. Qerqent ha ma hanavezas Madalen he Mestr, en em dolas ous e zaoulin evit poqat dezo. Mes *Jesus a lavaras dezi : ne douchit qet ouzùn; n'en òn qet c'hoas pignet da gaout va Zad, mes it da gaout va breudeur, ha lavarit dezo : pignat a ràn da gaout va Zad hac ho Tad, va Doue hac ho Toue.* Jesus a hanv an Ebestel e vreudeur, goude ma zint bet mignonet-lach, servicherien infidel. Ar memes faveur a ra deomp, daouest peguen indign omp. O Doue a vajeste, penos ec'h allomp-ni clêvet ar gomz-se hep coeza ous ho treid, abimet a gonfusion hac a garantez! Mes goude er beza clêvet, penos ec'h allomp-ni c'hoas oc'h effanci, hac en em dishenori honunan!.. It, Madalen, da anonç ur c'hêlou qen eurus! Ar c'henta e zoc'h deut d'ar bez, ar c'henta oc'h eus guelet Jesus ressuscitet; ar c'henta oc'h eus anoncet e Resurreccion. *Mes Jesus o veza ressuscitet ar mintin eus ar Zul, a apparissas da guenta da Vari Madalen, eus a beini en evoa chasseet seiz drouc-speret.*

3. *Mari-Madalen a deuas eta da lavarat d'an Disqibien he devoa guelet an Otrou, hac en evoa lavaret an traou-se dezi. Mont*



*a eure d'en anonç d'ar re a oa bet gantàn, hac a oa neuze ebars en affliccion hac en daëlou. Mes o clêvet anezi o lavarat e voa beo hac he devoa en guelet, n'he c'hredjont qet.* Madalen en em acquit gant fidelite eus he c'homission; ar pez a anonç a dle consoli an Ebestel afflijet hac aonic. Mes pebes glac'har eviti pa vel n'en eo qet credet, daouest d'an ol effortchou a ra evit persuadi an Ebestel! Da viana he zesteni a zervichas evit o disposi da receo an testenion neve pere e zê Jesus da zigaç dezo, hervez e furnez infinit.

O Jesus, ar zourcen eus ar garantez hac ar garantez memes, tân sacr peini a zêv bepret, carantez eternel, anflamit va c'halon evel mac'h anflamjoc'h calon Madalen! Bezit ar princip eus va ol deziriou, ar reglen eus va ol accionou, ar boneur eus va buez en antier. *Amen.*

## CCCXLVI. MEDITACION.

*Janned hac he C'hompagnonezet a deu d'ar Bez da c'houlou deiz* Luc. 24. 1-9.

1. „ Mes ar Zul, da c'houlou deiz, e teu-„ jont d'ar bez, o tigaç ar parfumou o devoa „ preparet, hac e qavjont ar men savet divar „ ar bez. Ha qêyta ma voa consternet o speret,

„ ec'h êruas mac'h apparissas en o c'hichen „ daou zen gant ur guisqamant eclatant. Hac „ evel ma voant sêzisset gant an aon, ha ma „ talc'hent o daoulagad izellêt ous an daouar, „ e lavarjont dezo : Perac e clasqit-u etouez „ ar re varo an hini a so beo? Ne màn qet „ amàn, mes ressuscitet eo. „ Ar vel demeus ar men savet divar ar bez, an apparicion subit eus a zaou Æl dindan ar form a zaou zen, ar c'hann eus o guisqamant a ras aon d'ar graguez santel; mes pebes joa a zavas en o c'halonou, pa glêvjont lavarat e voa beo o Mestr, e voa ressuscitet! En em rejouissomp hon-unan eus ur c'hêlou qen eurus ha qer consolant.

2. *Ho pezit memor en peseurt fêçon en eus comzet ouzoc'h pa oa c'hoas en Galilee.* Pet guech n'en evoa qet lavaret Jesus penos e ressuscitje an drede deiz? Ne dleyet qet col ar memor eus ur bromessa qer manifiq ha qer consolant. *O pezit memor penos e lavare : ret eo ma ve livret Mab an Den d'ar bec'herien, ma ve crucifiet ha ma ressuscitfe an drede deiz.* Hor Zalver, qent ha goude e resurreccion, a so en em zervichet alies eus ar c'homzou-màn, ret eo, ret e oa, ret eo bet, evit



ober deomp entent penos ne gleomp qet en em gontanti da gredi e varo hac e resurreccion evel traou certen, mes e tleomp o c'honsideri evel an accomplissamant eus a zesseniou an Otrou-Doue, peini en evoa staguet oute hon redempcion, hor justificacion.

3. *Hac o devoe sonch eus ar c'homzou-se, hac o veza retornet, e rapportjont an traou-se ol d'an unneg ha d'ar real ol.* Ar graguez santel a hastas mont da renta cont d'an Ebestel eus ar pez o devoa guelet ha clêvet. Ma n'o devoe qet an deiz-se ar boneur da velet Jesus ressuscitet, da viana o devoe ar gonsolacion da gaout Madalen ha ganti an Ebestel hac an Disqibien, hac ar pez a lavarent en em accorde gant ar pez a oa bet rapportet gant Madalen. Ah! m'en em disqeuzfe J.-C. deomp var an douar! Mes ober a ra ouspen, en em rêy a ra deomp. Ouspen a ra c'hoas, prometi a ra en em disqeuz deomp ebars en ên. Eno e tleomp dezirout en guelet.

Grit, ô Jesus, ma c'hortozìn an deiz eurus hac eternel-se, ma credìn, mac'h esperìn, ma cunduìn ur vuez conform da ur feiz qen huel ha da un esperanç qer manifiq. Grit ma clasqo va c'halon, ma teziro va ene ac'hanoc'h hepqen,

betec ar moment m'ho quelin ha m'ho possedin ebars en ho cloar. *Amen.*

## CCCXLVII. MEDITACION.

*Mari mam Jacqes hac he C'hompagnonez a deu d'ar Bez goude sao eol.* Maze. 28. 5-10. Marc. 16. 2-5-8.

1. „ DONT a rejont d'ar bez an eol o veza dija „ savet. Hac evel mac'h antreent ebars er bez, „ e veljont un den yaouanq azeet en tu deo, „ guisqet eus ur zê venn, hac e voent spontet. „ Mes an Æl o qemer ar gomz a lavaras d'ar „ graguez : evidoc'h, n'o pezit qet aon. N'en „ em spontit qet. Gouzout a rân e clasqit Jesus „ a Nazareth, pein ia so bet crucifiet. Ne màn „ qet amàn. Rac ressuscitet eo evel m'en devoa „ lavaret : Deut ha guelit. Cetu amàn ar plaç „ en peini e voa bet laqet. „ Cetu aze an differanç entre ar re vad hac ar re vechant. Ar re vechant o deus pep tra da zouja hac ebars er bed-màn hac ebars er bed al abers an Ælez mad, pere ne zelaouont qet, hac hac abers an droug-ælez, da bere en em aban donont. Mes ar re a glasq Jesus crucifiet, n'o deus netra da zouja nac er bed-màn nac er bed al,



al, nac abers an ælez mad, nac abers an drouc-ælez; an Ælez mad a so o difennerien; an drouc-ælez n'o deus pouar ebet varnezo. Clasqomp eta Jesus crucifiet, clasqomp-àn dre-ol, en pep tra. En caout a rimp crucifiet er bed-màn, evit hor zicour da zouguen hor c'hroasiou : en caout a rimp beo hac o rën ebars er bed al, evit ober deomp beva ha rën gantàn.

2. *Mes it pront da lavarat d'e Zisqibien ha da Bêr : ressuscitet eo; mont a ray aroc deoc'h en Galilee, eno er guelfot evel m'en eus lavaret deoc'h. Oc'h avertissa a rân en avanç.* Ar c'homzou-màn a dleje beza trec'het amcredulez an Ebestel : bet e oant lavaret dezo o-unan gant J.-C. en nos ar goan, hac amàn e lavaret dezo penos e za ar c'homzou-se da veza accomplisset. An Ebestel a velo Jesus qent mont da C'halilee; ar pez a lavar amàn an Æl a zinifi penos er guelint hirroc'h amzer en Galilee evit beza instruet gantàn. *Hac o veza sortiet qerqent eus ar bez, sêzisset gant an aon ha transportet a joa, en em denjont en ur grena, qement e voant penetret gant an horrol hac ar spont. Redec a rejont da gaç ar c'hêlou-se d'e Zisqibien. Ha ne lavarjont netra da zen, rac aon o devoa.*

An aon qen estranch eus ar graguez-se a oa en effet ous o c'haracter; mes er memes amzer e voant transportet a joa, hac ec'h accomplisjont gant dilijanç ar pez a oa ordrenet dezo, hep en em arêti da lavarat netra da zen. Miromp ar memes silanç, ispicial pa zeomp d'an Ilis.

3. *Er memes amzer Jesus en em bresantas dezo, hac a lavaras : me ho salud. Hac int o tostât a boqas d'e dreid hac en adoras. Neuze Jesus a lavaras dezo : n'o pezit qet aon. It, lavarit d'am breudeur mont en Galilee, eno em guelint.* Jesus ne lavar qet d'ar graguez-màn evel en evoa lavaret da Vadalen : *Ne douchit qet ouzìn.* Qementse en devije cresqet o spout, peini a voa dija re vras. *N'o pezit qet aon.* O Jesus, lavarit ar gomz-se d'am ene spontet dre ho Misteriou redoutabl, dre ar vel eus ho chujamanchou rigorius; lavarit dìn ar gomz-se, ha va c'halon delivret a spont, en em livro d'ar joa eus ho carantez santel... Jesus a ra avertissa e Ebestel penos e vezo en Galilee, en em zisqeuzo hac en em antreteno ar muya gante.

Inspirit dìn, ô va Zalver, ar zantimanchou a bere e voa penetret ar graguez santelse; roit dìn ho toujanç, evit ne bec'hìn qet, roit dìn ho carantez, evit m'ho servichìn gant joa. *Amen.*



## CCCXLVIII. MEDITACION.

*Amcredulez an Ebestel.* Luc. 24. 10-12.

1. « Mes ar re a ras ar rapport-se d'an E-
» bestel, a voa Mari-Madalen, Janned, Mari
» mam Jacqes, hac ar real pere a voa gante.
» Hac o discoursiou a barissas dezo un ure,
» ha n'o c'hredjont qet. An Ebestel a hanaveze ar graguez santel; ne allent qet soupçoni o devije bolonte d'o zrompla; rapporti a rent calz a circonstançou entre pere ne voa oppositicion ebet, mes pere a roe muyoc'h-muy a nerz d'an desteni. Lavarat a reont d'an Ebestel ar pez a voa bet anoncet dezo o-unan gant J.-C., e ressuscitje hac er gueljent en Galilee. Ha gouscoude an Ebestel ne gredont qet. O Providanç divin, amàn ec'h instruit ac'hanomp var hor zempladurez hon-unan, e tisqit deomp supporti an dud amcredul, nonpas dizesperi eus o c'honversion; erfin e rit deomp santout penos ne allomp qet disfiout eus a desteni an Ebestel, pa zeo bet qen difficil o fersuadi : hor feiz eta o veza fondet var an Ebestel, a dle

beza qer ferm evel feiz an Ebestel memes.

2. *Mes Pêr a zavas hac a redas d'ar bez. Hac o veza gourvezet var an douar, ne velas nemet al lienou, hac en em retiras, oc'h admira ennàn e-unan arpez a voa c'hoarvezet.* Perac e red Pêr d'ar bez? Muyoc'h rêzonabl ha berroc'h e vije bet evitàn sònjal en comzou e Vestr divin, accomplisset hervez testeni ar graguez santel, ha credi ar Resurreccion anoncet dre brofeciou qer sclêr, ha disclêryet gant testou qer respectabl. Ar bez peini a gav gollo, al lienou pleguet a dleye êchui d'er persuadi antieramant. Ne ras gouscoude nemet admira c'hoas ennàn e-unan; mes an admiracion-se en tostae d'ar feiz, hac hep dale e credas. Ma carfe unan benac eus an dud amcredul sellet gant ul lagad tranqil ar pez a so êruet ebars er bed, e velfe ur Relijion etablisset abaoue qement a sieclou, conservet en despet d'an ol gombatjou he deus bet da zouten; ne alfe qet miret da admira ur chenchamant evel hennes; ha ma carfe examina ur guestion qer simpl, eus an admiracion e tremenfe hep dale d'ar feiz, peini en devoa recevet digant e dud coz.

O va Doue, comzit c'houi oc'h-unan ous



ar re ne gredont qet. Disqeuzit dezo ar sclêrijen eus ho pizach, hac e vezint salvet. Grit ma tezirint oc'h hanaout, hep dale e vezint charmet dre oc'h œuvrou, hac e vezint persuadet eus a virione ho Relijion... Cresqit ennomp ar feiz hac ar garantez oc'h eus accordet deomp. Ar vel eus an den amcredul, en lec'h beza evidòn un objet a zisprisanç, pe un occasion a bec'het, a vezo ur rêzon da gredi parfetoc'h, da esperi fermoc'h, da garout gant muy a ardeur. *Amen.*

## CCCXLIX. MEDITACION.

*Ar Judevien a ra d'ar Zoudardet chench o zesteni.* Maze. 28. 11-15.

1. « Pa voe partiet ar graguez, darn eus » ar goardou a deuas en qær, hac a anonças » da Brincet ar Vêleyen qement a voa c'hoar- » vezet, hac ar re-màn o veza en em assamblet » gant ar re ancien eus ar bobl, a zalc'has » conseill. O veza deliberet assambles, e rojont » ur som vras a arc'hant d'ar Zoudardet, en » ur lavarat: lavarit penos e Zisqibien a so » deut en nos, hac o deus laeret e Gorf qêyta » ma voac'h cousqet. Ha mar deu ar Gouarner

„ d'er gouzout, ni en appezo, ha ne êrno „ poan ebet ganeoc'h. „ O Judevien, petra a c'hortozit-u c'hoas evit credi! Ne allit qet refus an testeni a rent deoc'h ho soudardet. Jesus o veza ressuscitet hervez e bromessa, an ol a-dle en hanaout evit Mab Doue. Côvessait ho crim, goulennit mizericord. Mes netra muyoc'h difficil ha netra muyoc'h rar eguet anzao un errol. Petra a ray eta ar c'honseill? Ne vije qet dies lavarat e voa bet laeret ar C'horf, ma ne vije qet bet a hoard var ar bez. Mes ar goard hac hi a so bet forcet? An henor a ampech ar zoudardet da gonsanti e ve qemeret ar parti-se. Lavarat e voa cousqet, netra muyoc'h dirêzon; qementse a ray tremen ar zoudardet evit infidel; mes gant arc'hant e rêr dezo consanti tremen evit infidel; hac ouspen an arc'hant e roer dezo an assuranç penos n'o devezo poan ebet abeurs ar Gouarner. O arc'hant maleurus, a beseurt abominacionou n'en out-de qet cos!

2. *Ar zoudardet o veza recevet an arc'hant, a ras ar pez a voa bet lavaret dezo; hac ar vrud-se a laqjont dre Jerusalem a so c'hoas hirio etouez ar Judevien.* Disqibien Jesus evit rêy da gredi e zeo ressuscitet, a so deut en



nos hac o deus laeret e Gorf : cetu aze ar vrud. Mes, ô Judevien disqiantet! beza ho poa soudardet oc'h evessa ar bez. Cousqet e voant ol. Mes evit laerez ar C'horf e zeus ranqet caout tud, lemel ar men, qementse ne al qet beza grêt hep trous. Ha n'en eus difunet hini eus ar zoudardet? Hini. Peseurt testou oc'h eus-u eo an Disqibien o deus laeret ar C'horf? Ar goardou en assur. Sònjal a rit-u petra a lavarit? Rêy deomp evit testou tud pere a so cousqet! Evit o c'hredi e vije ret deomp beza cousqet ni hon-unan. Mes mar boa cousqet ar goardou, o deus manqet d'o dever ebars en occasion ar muya important, ha n'o funissit qet? Marteze o deus bet arc'hant evit rêy ar C'horf d'an Disqibien, ha ne lavarit netra dezo? Publia a reont dre-ol o neglijanç, ha n'o c'horijit qet? Nan, rac en em accordet e zoc'h gante; ne lavaront nemet ar pez a rit dezo da lavarat. Mes perac da viana ne lavarit-u netra d'an Disqibien? Estranjourien, Galileanet, Disqibien un trompler o deus credet en qichen Jerusalem, terri ar siel publiq, laeres ur c'horf maro, a beini e tepante brassa interest ar Relijion, hac ar re o deus cometet ur c'hrim qen enorm a so tranqil, n'o foursuiver qet,

n'o c'hlasqer qet, ne rêr van ebet. Ma ve guir ar pez a zebiter, ne ve qet aoüalc'h a grassiou, a zuppliçou, evit ar re o deveus laeret ar c'horf.

O va Jesus, ar pez a ra oc'h enemiet evit miret ne ve credet ho Resurreccion, a so ur breuvenpatant penos oc'h eus accomplisset ho promessa. Ar Judevien o devoa distrujet an Templ eus ho Corf, adbatisset oc'h eus-àn en tri devez. Ar guêvier en em distruch an eil eguile, ar virione en em disqeuz a beb tu. Roit din ar feiz hac ho carantez santel. *Amen.*

## CCCL. MEDITACION.

*Jesus a apparis da zaou Zisqib pere a yê da Emmaüs.* Marc. 16. 12-13. Luc. 24. 13-35.

1. „ GOUDE-SE daou eus an *Disqibien* pere „ a yê en deiz-se memes da ur bourg hanvet „ Emmaüs, vardro tri-uguent stad (diou lêo „ hanter) dious Jerusalem, hac en em antre„ tene eus ar pez a oa c'hoarvezet. Mes qêyta „ ma comzent ha ma rent qestionou an eil d'e„ guile, Jesus memes a deuas d'o c'haout hac „ a guerze gante. „ Piou n'en effe qet anvi ous boneur an daou Disqib-se? Beza hor



be lod ennân en ur fêçon invisibl, mes meurbet consolant, m'or be ar memes carantez evelte, mar en em blichfemp ous en em antreteni, pe ennomp hon-unan, pe gant hor mignonet, demeus ar pez en eus grêt Jesus evidomp, ar garantez dreist-muzur en eus disqeuzet deomp, ar madou eternel a bromet d'e zervicherien fidel. Ha peseurt objet muyoc'h nobl, muyoc'h interessant, muyoc'h douç, muyoc'h ravissant a el occupi hor zònjêsonou hac hor c'honversacionou? *Mes o daoul gad a oa dalc'het dre ur vertu divin peini o ampeche d'en hanaout.* An anaoudeguez, ar zantimant, ar jouissanç hon eus demeus an Otrou-Doue, a so dious hor feiz, hon attancion, ar burete eus hor c'halon. Ma vemp ur vech dezàn antieramant, hor boneur a dremenfe calz hon ol esperançou.

2. *Apparissa a ras dezo dindan ur form al.* Da lavarat eo, dindan ur form differant dious e form propr. *Hac e lavaras dezo: Petra eo ar c'honversacionou-se oc'h eus entrezoc'h, ha perac e zoc'h-u trist?* Ma n'en em occupomp qet eus an Otrou-Doue, an traou al ol ne allont hor c'hundui nemet d'an dristidiguez. Ma n'he zantomp qet qêyta ma; heuillomp ho

passionou, her santimp hep dale dre ar remozou eus hor c'honsciañ, dre an dissipacion eus hor speret, dre ar galeder eus hor c'halon, dre ar zec'hor ebars er beden hac er pratiqou all eus ar Relijion. En em occupomp hep-cès eus an Otrou-Doue, hac e vezo carguet hor c'halon eus ur joa santel. *Unan anezo, hanvet Cleophas, a respontas dezàn : Ha c'houi a so, c'houi hepqen, estranjour en Jerusalem, n'ho peffe qet gouét petra a so tremenet eno en deiziou-diveza-màn? Petra? Respont a rejont: Var sujet Jesus a Nazareth, peini a oa ur Profet puissant en œuvrou hac en comzou dirac Doue ha dirac an ol bobl. Penos Princet ar Véleyen hac hon Officerien o deus-àn livret evit beza condaonet d'ar maro, hac o deus-àn crucifiet. Evidomp, ni a espere e vije én a brenje Israël, ha gouscoude setu dija an drede deiz ma zeo tremenet an traou-se: Certen graguez eus ar re a oa ganeomp, o deus estonet ac'hanomp; rac êt int d'ar bez aroc an deiz, hac evel n'o deus qet cavet e Gorf, e zint deut da lavarat penos e voa apparisset dezo Élez memes pere a lavar e zeo beo. Dar'n eus hon tud o veza êt ive d'ar bez, o deus cavet an traou evel*



*m'o devoa rapportet ar graguez, mes evitan, n'o deus-àn qet cavet. Neuze Jesus a lavaras dezo : O tud disqiant ha calet a galon, evit credi ar pez a so bet anoncet gant ar Brofetet! Ha ne oa qet ret e souffrije ar Christ an traou-se ol, hac ec'h antreje eveltse ebars en e c'hloar? Hac o comanç dre Voyses, hac o tont d'ar Brofetet ul a esplique dezo ar pez a selle outàn ebars er Scritur.* Ar brofeciou hac ar miracl ou a so ur breuven peini ne al beza fournisset nemet gant an Otrou-Doue, hac a apparchant eus ar Relijion gristen hepqen.

3. *Gouscoude ec'h érujont tost d'ar bourg da beini e zent, hac e ras seblant da vont pelloc'h.* Jesus a gomze evel ur beacher. Ar seblant a rê ne oa qet control d'ar sincerite, hac o c'huittêt en devije ma n'o devije-àn qet angajet da chom. *Mes en oblija a rejont da aréti, en ur lavarat : Chomit ganeomp, divezat eo, an deiz a gomanç izellât. Hac ec'h antreas evit chom gante. Evel m' voa ous tol gante, e qemeras bara, er benigas, hac o veza en torret er presantas dezo; er memes amzer o daoulagad en em zigoras, hac en hanavejont. Mes disparissa a ras a*

*zirac o daoulagad.* Petra a oe neuze santimanchou an Disqibien! Pebes joa da veza guelet Jesus, mes pebes qeuz da veza privet qer buan eus o bonsur! *Neuze e lavarjont an eil d'eguile : Hor c'halon ha ne oa qet ardant ennomp, pa gomze ouzomp ebars en hent, ha pa esplige deomp ar Scritur? Hac o veza partiet var an heur, e retornjont da Jerusalem, el lec'h ma cavjont an unneg assamblet gant ar re a chome gante, ha pere a lavare : an Otrou a so ressuscitet en guirione, hac a so apparisset da Zimon. Eus o c'hoste e rapportjont ar pez a oa éruet gante en hent, ha penos o devoa en hanavezet ebars en dorridiguez eus ar bara. Mes n'o c'hredjont qet qenebeut.* An Ebestel hac an Disqibien a oa partajet a zantimant; darn a grede, darn ne gredent qet Resurreccion J.-C. Ar pez a rapporte an daou Zisqib a grénvaas feiz ar re a grede; mes ar reai a chomas c'hoas amcredul.

Va speret, ô va Doue, a so tévalloc'h eguet hini an daou Zisqib, ha va c'halon ponneroc'h. Tomit va c'halon, hac e vezo sclêrêt va speret. Mar cuzit ho pizach ouzìn, da viana, ne brivit qet ac'hanòn eus ho sicour. Grit



dìn compren evel d'an Disqib, penos an humiliacionou a so bet evidoc'h an hent necesser eus ar gloar; compren a rìn er memes amzer peguement en em drompiàn mar fel dìn parveni dre an hent al. *Amen.*

## CCCLI. MEDITACION.

*Jesus a apparis d'e Ebestel vardro an nos eus a zeiz e Resurreccion.* Marc. 16. 14. Luc. 24. 36-43. Yan. 20. 29-23.

1. „ QÊITA m'en em antretene an unneg „ evelse, Jesus a apparissas dezo pa oant ous „ tol. Vardro nos eus an deiz-se memes, peini „ a oa ar zul, an norojou eus al lec'h en peini „ e voant assamblet gant aon rac ar Judevien „ o veza serret, Jesus a deuas, en em bre„ santas en o c'hreis, hac a lavaras dezo : „ ar peoc'h ra vezo ganeoc'h; me eo, n'ho „ pezit qet aon; mes ebars er spont hac en „ droublien en pere e voant, ec'h imajinent „ guelet ur speret, hac a lavaras dezo : perac „ en em droublit-u? Ha pere eo ar zonjeso„ nou a zao en ho calon? Guelit va daouarn „ ha va zreid; touchit ouzìn ha considerit „ ac'hanòn. Ur speret n'en eus na qig nac

» esqern evel ma velit em eus-me. Hac o » lavarat se e tisqeuz dezo e zaouarn, e dreid hac » e gostez : mes an Disqibien o devoe ur joa » ar brassa o velet an Otrou. « Piou a ouffe compren ar zònjesonou eus a speret an Ebestel, an affeccionou eus o c'halon, an dreistmuzur eus o joa, o consideri o Mestr divin! Hac int a gredas touch ous e Gorf adorabl? Mes evel en ordren a rê dezo. O gouliou sacr, sourcennou a garantez, ho quelet ha touch ouzoc'h, pebes boneur! Va boneur a so brassoc'h c'hoas, me o cred hac oc'h ador.

2. *Mes evel ne gredent qet c'hoas ar pez a velent, qement e voant transportet a joa hac a admiracion, e lavaràs dezo : N'oc'h eus-u qet amàn un dra benac da zébri? Hac e presantjont dezàn un tam pesq rostet hac ur follen mel, ha goude beza débret diraze, e qemeras ar restadou hac o roas dezo.* Ne c'houlennomp qet penos ec'h al ur c'horf glorius dêbri. Credomp ar pez a so scrivet dre inspiracion ar Speret-Santel. Ma ne zêbr qet Jesus ganeomp, en em c'hra e-unan hor magadurez. Pretañti a reomp-ni compren ar misteriou-se? Credomp ha jouissomp, hep dale e velimp o chouissa. *Hac e rebechas dezo o*



*amcredulez hac ar galeder eus o c'halon, abalamour n'o devoa qet credet ar re o devoa en guelet ressuscitet.* O trugarez infinit a Jesus! Rêy a ra ar peoc'h qent ober ar rebech ha goude er beza grêt. Pebes consolacion evit an Ebestel o velet penos o Mestr a rebeche dezo ur fot qer bras gant qement a zouçter, hac he fardone gant qement a vadelez!

3. *Lavarat a ra dezo un eil guech : ar peoc'h ra vezo ganeoc'h. Evel m'en eus digacet va Zad ac'hanòn, ho caçàn me ive.* Doue en eus digacet J.-C. evit instrui hac evit caç an Ebestel. Mission J.-C. hac hini an Ebestel a so ar memes mission, peini a so bet cuntinuet bete vremàn, hac a vezo cuntinuet bete fin ar sieclou. Piou benac n'en eus qet ar mission-se dre successoret an Ebestel, a so un intru peini ne al netra evit ar zilvidiguez. *O veza lavaret ar c'homzouse, e c'hoezas varnezo, hac e lavaras dezo : Recevit ar Speret-Santel; ar pec'hejou a vezo pardonet d'ar re da bere o fardonfot, hac e vezo dalc'het d'ar re da bere o dalc'hfot.* Ar pez a ra amàn Jesus evit e Ebestel, an Escop er gra evit ar Vêleyen, hà dre ar c'homzou diveza-se e ro dezo ar pouar da

bardoni ar pec'hejou. J.-C. a implich ar c'huez eus e c'hinou evit sinifia e ro ar Speret-Santel. An Ilis a implich ar memes accion en calz a ceremoniou en pere e tleomp asista gant calz a feiz hac a respet.

M'ho trugareca, ô va Doue, eus ur pouar qer bras accordet d'an dud. Grit ne ancouain biqen penos an absolven-se peini a so roet din gant qement a indulfanç ha dindan ur boan qer lijer, a so constet d'am Zalver e ol huad hac e vuez. Disqeuzit, ô Jesus, d'ho Tad ar merq eus ho couliou, evit goulen graç evidòn. Me a zònjo enne hep-ces, evit ma comprenin dre beseurt pris e tleàn obteni ar gurunen a c'hloar. *Amen.*

## CCCLII. MEDITACION.

*Comzou al a Jesus d'e Ebestel, deiz e Resurreccion.* Luc. 24. 44-48.

1. „ Neuze e lavaras dezo : Cetu aze ar pez „ a lavaren deoc'h pa voan c'hoas ganeoc'h : „ e voa ret e vije accomplisset qement a so „ bet scrivet var va sujet ebars e Lezen Moyses, „ ebars er Brofetet hac er Salmou. Neuze e „ tigoras o speret evit ma entenjent ar Scritur. „ Hac



„ Hac e lavare dezo : Evelse e zeo bet scrivet, „ hac evelse e voa ret e souffrje ar C'hrist hac „ e ressuscitje a douez ar re varo an drede „ deiz. „ O Jesus, digorit ive hor speret, evit mac'h ententimp muyoc'h-muy ar breuvennou eus hon Relijion Santel. Jesus en eus anoncet d'e Ebestel traou discredabl, e humiliacionou, e zouffrançou, e Groas, e varo, hac ispicial e Resurreccion an drede deiz. An Ebestel ne allent qet beza tromplet var guement a draou qer sansibl. Ar Scritur Ancien a rent ar memes testeni gant ar memes detaill; ar Scritur Ancien a so entre daouarn ar Judevien, brassa adversourien an hano Christen; an Ebestel n'o devije gallet chench netra ebars er Scritur Ancien, hep ma vije en em opposet ar Judevien. Netra muyoc'h certen eta eguet ar breuvennou eus hon Relijion. Hon Relijion a so labour ar Furnez eternel, da beini an ol amzeriou hac an ol draou a so presant, peini en em zervich eus a zisposicionou an dud evit accomplissa he desseniou, hep gallout manqout en netra; *ret e voa*, hac hep noazout da liberte den.

2. *Ha ret e voa e vije prezeguet en e hano ar binijen ha remission ar pec'hejou. Ret eo bet ma souffrje ar C'hrist, ha ma vije*

*prezeguet en e hano ar binijen ha remission ar pec'hejou, etouez an ol nacionou, o comanç dre Jerusalem.* Guelet a reomp gant un admiracion zantel penos ar pez a so anoncet amàn gant J.-C., a so c'hoarvezet er fêçon ma voa bet anoncet. Ar re o deus deurvezet ober pinijen, o deveus recevet ar remission eus o fec'hejou. An dud impi, calz a bec'herien pere ne felqet dezo ober pinijen, a felfe dezo un Doue eus ur vadelez sot, peini a alfet da offanci hep punicion. Mes an Otrou-Doue en eus ordrenet otramant. *Ret eo bet ma souffrje ar Christ ha ma vije prezeguet en e hano ar binijen ha remission ar pec'hejou.*

3. *Mes c'houi a so testou eus an traou-se.* Testou hep rêzon da drompla. Evit petra o devije prezeguet an Ebestel Resurreccion J.-C., ma vijent bet sur ne oa qet ressuscitet J.-C.? N'o devoa netra da c'hortoz abers an dud, hac an Otrou-Doue n'en eus nemet punicionou terrubl evit an dromplerien, ispicial en fêt a Relijion. Ha ma ne aller qet compren o defe soutenet ar guevier hep un interest benac, penos o devije evit o zouten, sacrifiet o repos, o madou, o henor, o buez memes? Mes n'en eo qet an Ebestel hepqen o deus rentet testeni



da viraclou ha da Resurreccion J.-C., ha sinet o zesteni gant o goad; d'an Ebestel e zeo rêt ajouti an daouzec ha tri-uguent Disqib, ha calz a real da bere e zeo apparisset J.-C. Sant Paul a gont ouspen pemp cant en ur memes apparicion. Da viraclou J.-C. mac'h ajoutomp miraclou an Ebestel, miraclou ar Pantecost, ne aller muy conta an testou. Intêrojomp Jerusalem, qær hac ar Judee en antier a rent testeni; ar bed en eus consultet ha clêvet an desteni-se; an desteni-se he deus convertisset ar bed.

O va Jesus, grit ma vezìn ive test eus a zivinite ho Relijion, da viana dre ur vuez dign eus va vocacion. Grit ma rentìn testeni d'ho santelez dre ur vuez santel; d'ho puissanç, d'ho providanç, dre un doujanç leun a respet rac ho chustiç, hac ur gonfianç tener en ho madelez; d'oc'h humilite, d'ho paciantet, d'ho carantez, dre an imitacion eus ar memes vertuziou; grit ma rentìn testeni d'an douster eus ho servich, dre va joa ous ho servicha, dre va discoursiou, pa vezo mad pe necesser dìn comz evit gloar Doue, edificacion an nessa, interest ar feiz, an devocion pe ar justiç; dre va accionou, o touguen dre ol ar c'huez vad

ac'hanoc'h, hac oc'h ober respecti oc'h Aviel; erfin, dre va zouffrançou, o tisprizout an ancouâ, ar goapêrezou eus ar bed, ha memes e bersecucionou. Soutenit ac'hanòn dre ho craç, ô va Zalver! ha grit ma veritin, dre an desteni a rentin deoc'h, beza hanavezet evit ho Tisqib en deiz diveza. *Amen.*

## CCCLIII. MEDITACION.

*Jesus à apparis d'an Ebestel eiz devez goude e Resurreccion, Thomas o veza gante.* Yan. 20. 24-31.

1. „ Mes Thomas, unan eus an daouzec, „ hanvet ive Didym, ne voa qet gante, pa „ apparissas Jesus dezo. An Disqibien al a „ lavaras dezàn : Guelet hon eus an Otrou. „ Mes Thomas a lavaras dezo : ma ne velàn „ ebars en e zaouarn ar merq eus an tachou, „ ha ma ne laqàn va biz ebars en toul an „ tachou, ha va dorn ebars en gouli e gostez, „ ne gredin qet. „ Pebes amcredulez! Pebes presompcion! Testeni deg Abostol, daou Zisqib, tein c'hreg, ar circonstançou remerqabl a beder apparicion, ar c'homzou a Jesus memes pere a rapportet, Thomas a rezist ous qementse



ol. Temerêr aoüalc'h eo evit merqa e-unan ar c'hondicionou eus e feiz, n'en em gontantqet eus ar re a offr an Otrou-Doue dezàn. Disclêrya a ra penos ne gredo qet, ma ne accomplis qet an Otrou-Doue ar c'hondicionou a c'houlen digantàn. Peguement a dud impi a ra c'hoas hirio ar memes Lezen d'an Otrou-Doue! Santout a reont-y peguen horrubl eo o fretancionou? An Otrou-Doue evit guellât an ol dud amcredul, en eus ar vadelez da assanti d'an dezirion temerêr a Dhomas; ma n'en em gontantont qet eus ar gomplezanç-se, peguen grevus eo o c'hrim, peguen terrubl e vezo o c'hondaonacion!

2. *Eiz devez goude, an Disqibien o veza c'hoas ebars er memes lec'h, ha Thomas gante, Jesus a deuas, an norojou serret, apparissa a ras en o c'hreiz, hac e lavaras dezo : ar peoc'h ravezo ganeoc'h Neuze e lavaras da Dhomas : laqit amàn ho piz ha considerit va daouarn; tostait ive ho torn ha laqit-àn ebars em c'hostez, ha ne vezit qet amcredul, mes fidel.* Petra a oe santimanchou Thomas pa velas, pa glêvas e Vestr divin! Penos ne varvas-àn qet ous e dreid gant ar vez, ar glac'har, ar garantez! Petra

a vezo hor zantimanchou ni hon-unan pa barisfomp dirac J.-C., ma n'on eus ennàn nemet ur feiz simpl, ur gonfianç aonic? *Thomas a respontas hac a lavaras dezàn : va Otrou ha va Doue.* Thomas a vel humanite Jesus, hac a gred e Zivinite var ar pez en eus lavaret dezàn Jesus e-unan, hac abalamour dre e Resurreccion en eus accomplisset e ol gomzou. *Jesus a lavaras dezàn : credet oc'h eus, Thomas, abalamour moc'h eus guelet : eurus ar re a gred hep beza guelet.* Sònjal a rêc'h ennomp, ô va Zalver, an deiz demeus ho cloar; o tissipa amcredulez oc'h Abostol, oc'h eus consolet ac'hanomp, o tisclêrya e zomp eurussoc'h eguetàn. Nàn, n'em eus qet ho quelet, ne c'houlennàn qet c'hoas ar faveur d'ho quelet var an douar, mes he esperi a ràn ebars en êu.

3. *Jesus a ras c'hoas calz a viraclou al dirac e Zisqibien, pere n'en int qet scrivet ebars el leor-màn. Mes ar re-màn a so scrivet evit ma credfôl penos J.-C. a so Mab da Zoue, hac o credi m'ho pezo ar vuez en e hano.* An Ebestel a voa destinet da brezeg Aviel J.-C., da veza ar c'henta testou eus e Resurreccion; ar vel eus e Resurreccion hac e



viraclou a chasseas an impression en evoa grêt var o speret ar vel eus e zouffrançou hac e varo. Dre eno e zint testou evel ma ellemp da zezirout, ha ne allomp qet refus o c'hredi. O douetançou, o amcredulez memes a so avantajus evidomp. Beza ranqet guelet evit credi; goude beza guelet ha credet, comz, scriva, mervel evit goaranti ar pez a gredont! Ma ne gredomp qet var un hevelep testeni, e zomp diescuzapl.

*O va Otrou, ha va Doue!* oc'h Abostol S. Thomas en eus meritet sina e feiz gant e hoad; roit din dre e intercession ar c'hraç da gredi eveltàn, da zouten va feiz dre va œuvrou, ha mar d'eo ret, da zouffr ha da vervel eviti. *Amen.*

## CCCLIV. MEDITACION.

*Jesus en em zizqeuz d'e Zisqibien var ur mene a C'halilee.* Maze. 28. 16-20. Marc. 16. 15-20.

1. „ Mes an unneg Disqib a yas en Galilee, „ var ar mene en pelêc'h en evoa ordrenet „ Jesus dezo en em gaout; ous er guelet eno „ en adorjont; darn anezo gouscoude a zouetas,

» ha Jesus o tostât oute, a gomzas evellen, » hac a lavaras dezo : pep puissanç a so roet » dìn ebars en êu ha var an douar. » Dre e Resurreccion e zeo antreet J.-C. ebars en ol buissanç roet dezàn gant e Dad. Beza en eus an ol buissanç ebars en êu evit pignat eno, digaç ar Speret-Santel, ha tenna gantàn e vemprou evit caout lod ebars en e rèn. Beza en eus an ol buissanç var an douar evit fonda, difen, cresqi e Ilis hac he c'honservi bete fin ar bed; evit suja an Nacionou, convertissa ar bec'herien, santifia an eneou, evit dont da fin ar sieclou da varn ar re veo hac ar re varo. *It eta, hac instruit an Nacionou; it dre ar bed ol, ha prezeguit an Aviel d'an ol grouadurien.* An ol Nacionou eta a so galvet d'ar feiz, hac hanavezet o devije an Aviel, ma ne vijent int o-unan en em opposet d'o boneur. Mes mission an Ebestel a bad c'hoas; ar pez n'o deus qet grêt dreize o-unan, en em accomplis bemdez dre o zuccessoret, hervez an desseniou eus ar Brovidanç. Ni a so ganet ebars en ur vro peini en eus recevet an Aviel; peseurt profit a dennomp-ni eus ur faveur qer precius? *Ous o badezi en Hano an Tad, ar Mab, hac ar Speret-Santel.* Cetu aze ar form



eus ar vadiziant, hac an abreje eus ar feiz. Pa ve antreet ar Gristenien ebars en Ilis dre ar vadiziant, ar Vam dener-ze a zigor dezo he zenzoriou, hac a instru anezo var ar Zacramanchou al, ha var ar Relijion en antier. *An hini a gredo hac a vezo badezet, a vezo salvet; mes an hini ne gredo qet a vezo condaonet.* An instruccion aroç ar vadiziant ne sel nemet ar re a so en uzach a rêzon. Cetu aze ar zilvidiguez, ar brassa eus an ol vadou, rentet qen êzet da acquisita! Pebes maleur evit ar re ne fel qet dezo credi evit beza badezet! Calz brassoc'h maleur d'ar re a so bet badezet ha ne gredont qet! Mes ar brassa eus ar maleuriou eo beza bet badezet, credi, ha beva ha mervel ebars er pec'het marvel, beza condaonet gant ar vadiziant hac ar feiz. Ne bermetit qet, ô va Doue, ec'h êrufe ganèn ur maleur qer bras. *Hac o tisqi dezo observi an ol draou em eus ordrenet deoc'h.* Cetu aze an etandu demeus a obligacionou ar re a fel dezo beza salvet.

2. *Hac en em assurit penos e vezìnganeoc'h bemde betec fin ar sieclou.* Presanç reel ebars er Zacramant enep d'hon infirmiteou; presanç a broteccion, enep d'ar bersecucionou ha d'ar

schismou, presanç a zoctrin enep d'an heresiou, presanç cuntinnel hac hep fin. Ne vezo birviqen eta, qêyta ma pado ar bed-màn, nep deiz, nep amzer, en peini ec'h alfet lavarat en eus abandonet J.-C. e Ilis, en peini e ve bet trec'het an Ilis, he defe disparisset, he defe prezeguet an errol. Ar bromessa-se hepqen a gonfont an ol heresiou, hac o diarbenfe ol, ma ne zouetfe den eus a ol buissanç hac a fidelite J.-C. Ar re n'o deus qet gallet hanaout J.-C. hac e Ilis, ne vezint qet condaonet evit o infidelite, mes abalamour d'o fec'hejou al. *Mes cetu amàn ar miraclou a ray ar re o devezo credet : chasseal a rint an diaoulou em hano, comz a rint langajou neve, ober a rint dar serpantet mervel, ha mac'h evont ur poezon marvel benac, ne ray qet a zroug dezo; laqat a rint o daouarn var an dud clàn, hac e vezint guellét.* Nep lezenner, nep trompier n'en eus grêt biscoas un hevelep promessa. Evit he ober, e ranqer beza sur da allout accomplissa, pe en em decrier, en em renter antieramant disprizabl. O puissanç Jesus, an dud re allont qet oc'h imita. O Relijion Santel, an dud a el en em gol, mes ho tistruja ne allont qet.



3. *Evit an Otrou Jesus, goude m'en evoe comzet, a voe savet en én* (evel ma lavarimp hep dale), *elec'h ma màn dzeet en tu deo da Zoue. Hac int o veza partiet* (goude ar Pantecost) *a brezegas dre-ol, an Otrou o labourat ganie, hac o rêy nerz d'o c'homzou dre ar miraclou a rent en memes amzer.* An Avieler a ranqe beza parfetamant sur evit beza laqet an traou-màn dre scrit. Mes, a lavar an dud amcredul, an ol Relijionou a vant o miraclou. Respont a rêr penos biscoas hini, sepet ar Relijion Gristen, n'en eo en em vantet d'en em etablissa ha da veza en em etablisset, da veza convertisset an Nacionou hac ar Rouane dre ar vertu eus ar miraclou. Ar paper, a lavaront c'hoas, a lèz laqat varnezàn ar seurt a garer. Respont a rêr: neb a laqa var ar paper miraclou publiq evel guir, en amzer ma zint hanavezet gant an ol evit fos, a ve da nebeuta disprizet gant an ol, ha tremenet evel trompler, nemet scriva a rafe ebars en un amzer en peini an dud n'e defe qet a zaoulagad evit guelét, a ziouscoudrn evit clêvet, a dêod evit comz, a blùn hac a baper evit scriva. Lavarat a ra erfin, an dud amcredul, penos e creder calz a draou hep ma vent prouvet; respont

a rêr : ia, mar be an traou-se conform d'ar passionou, d'an orgouill, d'an interest; mes traou pere ne gomprener qet, ur Relijion control d'an inclinacionou, control d'ar Relijion peini a heuillet, ur Relijion neve evit peini e voar exposet da gol an henor, ar madou, da zouffr a bep seurt tourmanchou hac ar maro memes; cetu aze traou pere ne greder qet, ur Relijion peini ne guemerêr qet hep ar preuvennou ar muya patant. Nan, nan, ma n'en devije qet J.-C. accomplisset e bromessaou, ar bed a vije c'hoas payen; mes Christen eo dre ol buissanç J.-C.

O Jesus, bezit meulet ha glorifiet evit ar chenchamant eurus-se! Accordit d'ar re a gred ennoc'h ar c'hraç da veza ferm ebars er feiz, courajus da bratiqa al Lezen; digorit daoulagad ar re ne gredont qet c'hoas ennoc'h, convertissit ar bec'herien. *Amen.*

## CCCLV. MEDITACION.

*Jesus en em disqeuz d'e Zisqibien var bord ar môr a Dyberiad en Galilee.* Yan. 21. 1-14.

1. „ GOUDE-SE Jesus en em disqeuzas c'hoas „ d'e Zisqibien var bord ar môr a Dyberiad,



„ hac en em disqeuzas er fêçon-man : Simon-„ Pêr, ha Thomas hanvet Dydim, Nathanaël „ peini a voa a Gana en Galilee, daou vab „ Zebedee, ha daou Zisqib al a oa assambles. „ Simon-Pêr a lavaras dezo : e zàn da bes-„ qeta. Lavarat a rejont dezàn : ni a ya ive „ ganeoc'h. Mont a rejont ol, hac ec'h an-„ trejont en ur barq. Mes en nos-se ne gue-„ merjont netra. Ar mintin o veza deut, Jesus „ en em gavas var ar bord; mes an Disqibien „ ne hanavejont qet e zoa en a oa. Jesus a „ lavaras dezo : bugale, n'oc'h eus-u netra da „ zêbri? Respont a rejont dezàn : nan. „ Hep presanç Jesus, hep e c'hraç, ne aller ober netra a brofitabl evit ar zilvidiguez. E zomp ebars er bed-màn evel var ur môr rust hac en un nosvez teval. Perissa a rimp ma ne vezomp sicouret. Mes Jesus a so var ar bord, da lavarat eo, ebars en e c'hloar, hac ac'hane e tissip an devalijen, e calm ar môr, e comand d'an natur en antier.

2. *Lavarat a eure dezo : tolit ho roüed er c'hostez deo eus ar barq, hac e qefot. En teurel a rejont qerqent, mes ne allent muy en tenna, qement e voa carguet a besqet.* Cetu aze ar frouez eus an oboissanç. Ar guentel-màn

ne sel qet hepqen Ministret an Aviel, sellet a ra an ol gondicionou. An oboissanç eo ar c'henta vertu a die regli ar real; hon inclinaçionou, hon repugnançou, hon plijadurezou, hon devocionou memes a die cedi dan oboissanç. Dre ar c'hoste deo ec'h nilomp entent arburete a intancion pêini a rofe merit da un infinite a accionou a reomp bemdez, pere dreize o-unan n'en int na mad na fal. Er c'hontrol, en defot a intancion eon, hor guella accionou a chom hep priz, alies memes a so dign a bunicion. Ober a rit œuvrou mad : rêzon oc'heus; mes ebars en œuvrou-se, mar clasqit ho plijadur, oc'h interest tamporel, beza guelet hac estimet gant an dud; ma ne labourit qet evit gloar Doue, petra a rit-u? Teurel a rit ar roüed er c'hostez cleiz, ha ne guemerit netra. Selaouit eta ar pez a gri Jesus deoc'h : *Tolit ar roüed er c'hostez deo hac e qefot.*

3. *Neuze an Disqib caret gant Jesus, a lavaras da Bêr : an Otrou eo. Simon-Pêr n'en evoe qent clévet lavarat : an Otrou eo, ma qemeras e duniq, rac en noas e voa, hac en em dolas ebars er môr. An Disqibien al a deuas gant ar barq; hac evel ne voant dious an douar nemet vardro daou-c'hant ilinad,*



*e tenjont ar roüed leun a besqet.* S. Yan a hanav Jesus ar c'henta; S. Pêr a êruas ar c'henta en qichen Jesus. Ar garantez tener a S. Yan a ras dezàn hanaout Jesus ar c'henta; ar garantez ardant a S. Pêr a ras dezàn en em deurel er môr evit êruout qent a se gant Jezus. Ah! pegoulz e teuyo un elvaden eus ar garantez tener hac ardant-se da doma hor c'halonou, da sclêrât hor sperejou, da anima hon ol accionou? Goulenomp ar c'hraç-se dre intercession an daou Abostol bras-màn.

4. *Pa oent deut en douar, e qavjont glaou alumet gant pesqet laqet varnezo, ha bara.* Jesus a bourve ar pez a so necesser da Vinistret an Aviel. *Jesus a lavaras dezo : Digaçit ur pesq benac eus ar re oc'h eus qemeret. Simon-Pêr a yas er barq, hac a dennas d'an douar ar roüed leun a gant tri hac anter cant pesq; ha pêtra benac ma voa qementse a besqet, ne dorras qet ar roüed.* Deut, Ebestel, guelit ebars er besqeres-se ar frouez demeus ho labouriou, ar brovinçou, ar rouantelezou, ar bobliou gonezet da Jesus-Christ. Ar roüed ne dorro qet; feiz Pêr a chomo bêtec fin ar bed, qercoulz hac an urz en eus etablisset Jesus ebars an Ilis evit conservacion ar feiz hac an

disciplin. *Jesus a lavaras dezo : deut ha lêïnit. Hac hini eus ar re èn em laqas evit dêbri, ne grede goulen digantàn piou e zoc'h, o c'houzout e voa an Otrou a oa. Jesus a deuas eta, a guemeras ar bara, peini a zistribuas dezo, hac ar memes tra a ras eus ar pesqet. An deirvet guech e oa mac'h apparisse J.-C. d'e Zisqibien goude e Resurreccion.* Jesus hac e Ebestel a gav ur vagadurez delicius ebars en convercion an eneou : cetu petra a sinifi ar pesq a ras Jesus da zigaç eus ar re o devoa qemeret. Jesus a brepar d'e Vinistret ur vagadurez al qer delicius evel an hini guenta; cetu aze ar pesq hac ar bara preparet van an aod.

Grit dìn tânva, ô Jesus, ar charm demeus ho presanç ous an Dol Zantel, qen e vezìn participant ebars er banqet preparet dìn ebars en ho cloar. Conservit ebars er Bastoret pere a gundu oc'h Ilis, ar speret a zêl hac a zoumission d'oc'h ordrenançou. Roit d'ar bobliou an disposicionou necesser evit profita eus a labouriou ho Ministret. *Amen.*

CCCLVI.



## CCCLVI. MEDITACION.

*Suiteus ar memes Apparicion.* Yan. 21 15. 25.

1. „ Goude m'o devoe dêbret, Jesus a la-
„ varas da Simon-Pêr : Simon, mab Yan, ha
„ c'houi am c'har muy eguet ar re-màn? Respont
„ a eure dezàn : Ia, Otrou, gouzout a rit penos
„ ho caràn. Jesus a lavaras dezàn : bouetaït,
„ va æined. Jesus a c'houlen digantàn un
„ eil guech : Simon, mab Yan, va c'harout a
„ rit-u ? Lavarat a eure : ia, Otrou, gouzout
„ a rit penos ho caràn. Jesus a lavar dezàn :
„ bouetaït va æined. „ An eil goulen-se a zisq deomp penos ar garantez evit Jesus a renq bèza ferm ha constant. Dre ar pratiq eus an œuvrou mad ec'h antretener an tân sacr-se; dre ar pèdennou bêr ha fervant en alumer. An diou brotestacion guenta a garantez a ras Pêr da Jesus, a veritas mac'h ordrenas Jesus ive da Bêr a benn diou vech bouetat e æined, da lavarat, caout soign eus an ol dud fidel eus e Ilis. *Jesus a lavaras dezàn evit an deirvet guech : Simon, mab Yan, ha c'houi am c'har?* Jesus a felle dezàn e reparje Pêr e dri renonci, dre dri act a garantez. *Hac e respontas*

dezàn : *Otrou, hanaout a rit pep tra, gouzout a rit penos ho caràn. Jesus a lavaras dezàn : bouetaït va dênved.* Jesus a recomand amàn da Bêr nonpas hepqen an æinet, mes ive an dênved, mamou an æinet. Evelse ec'h accomplis J.-C. ar bromessa en evoa grêt da Bêr da rêy dezàn an alc'hoeziou eus a Rouantelez an êu, da lavarat eo, ar gouarnamant jeneral eus e Ilis, hac en etablis Chef visibl eus an Ilis-se, evit derc'hel emmi e blaç ha beza e Viqel var an douar.

2. *En guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h : Pa oac'h yaouancoc'h en em erec'h oc'h-unan, hac e zéc'h el lec'h ma plije ganeoc'h. Met pa viot cos, ec'h astenfot ho taouarn, hac un al oc'h ereo hac ho caço el lec'h n'o pezo qet a c'hoant. Mes lavarat a rèd gomzse evit rêy dezàn da entent dre beseurt maro e tleye glorifia Doue.* Ar gouris da dleyet da laqat da S. Pêr, a sinifie al liamou gant pere e vije amarret ; ar c'hontraign a dleye da zouffr, a sinifie ar repugnanç naturel da zanter evit ar maro ; e zaouarn pere a dleye da asten, a zinifie ar Groas ous peini e tleye beza tachet ; erfin e tleye mervel evit gloar Doue ha souten ar feiz, a beini e vije ar c'henta



Ministr. En effet, S. Pêr a varvas var ar Groas, evel ma teree ous Viqel J.-C. Mes an Disqib humbl ous en em juja indign da vervel evel e Vestr, a c'houlennas beza crucifiet e benn ous traòn : ar pez a oe accordet dezàn.

3. Jesus o *veza comzet evelse, a lavaras dezàn : heuillit ac'hanòn. Pér o tistréy, a velas var e lerc'h an Disqib caret gant Jesus, peini ebars er goan en devoa reposet var e beultrin, ha peini en devoa lavaret dezàn : Otrou, piou eo an hini ho trahisso? Pér eta o veza er guelet, a lavaras da Jesus : hac hemàn, petra? Jesus a lavaras dezàn : me a fel din e chomfe evelse qen a deuìn. Petra ara ze deoc'h? Evidoc'h, heuillit ac'hanòn.* Jesus a lavar a ben diou vech da Bêr en heuill ; ne respont qet d'ar pez a c'houlen digantàn var sujet S. Yan : en repren a ra memes var e guriosite. Dre eno e repren ac'hanomp ni hon-unan, pa fel deomp gouzout ar pez ne sel qet ac'hanomp evit ar real, hac hon avertis da nonpas en em vorc'hedi re evit ar pez a dle êruout ganeomp. Sònjomp da implija erfat ar moment presant, oc'h ober bolonte Doue. Evit an traou al, respontomp dre gomz hor Zalver : *Petra a ze deoc'h? Heullit ac'hanòn.*

4. *Var-se e redas ur vrud etouez ar Breudeur penos an Disqib-se ne varvje qet. Jesus gouscoude n'en evoa qet lavaret : Ne varvo qet, mes, me a fel din e chomfe evelse qen a deuin; petra ra ze deoc'h? Ar memes Disqibsè à rent testeni eus an traou-màn, hac en eus-e scrivet; ha gouzout a reomp penos e desteni à so guir. Jesus en eus grêt qement à draou al c'hoas, qen, ma vijent scrivet en detaill, ne gredàn qet e ve capabl ar bed òl da gompren al leoriou a vije ret da scriva.* Ar vrud penos ne varvje qet S. Yan, a oa fos. Bet e voa tolet en Rom en ur gotier a eol bervet, a beini e sortias leun a vuez hac a nerz; mes mervel a eure en Ephes ebars en ur gosni vras. E otorite hac e oad vras a roe dezàn ar guir da assurât ar virione eus e desteni.

Ar bed ne vije qet capabl da gompren an òl leoriou a vije ret da scriva, ma vije rapportet an detaill eus à òl accionou Jesus. Qementse a sinifi, ô va Zalver, penos e zeo bet infinit ar merqou a buissanç, a vadelez hac a furnez oc'h eus roet d'an dud. Ra vezo ive hep muzur va anaoudeguez vad ha va c'harantez. Roit din ar c'hraç d'oc'h heuill dre an hent en peini e plijo ganeoc'h va



c'hundui, hep curiosite var ar pez a sel ar real, oc'h ober hac o souffr ar pez a c'houlenfot diganén, bepret disposet, en despet d'ar repugnanç naturel, d'ho clorifia dre va buez ha dre va maro, bepret contant, mar bevàn ha mar marvàn ous ho carout. *Amen.*

## CCCLVII. MEDITACION.

*Jesus à gundu e Zisqibien var Menez Olivet.*
Luc. 24. 49. 50. Act. 1. 1-18.

1. „ COMZET em eus ebars em c'henta Leor, ô „ Theophil, eus a guement en eus grêt ha „ prezeguet Jesus, betec an deiz ma voe savet „ en êu, goude beza merqet d'an Ebestel en „ evoa choazet, ar pez a dleyent da ober dre „ ar Speret-Santel. Rac, abaoue e Bassion, „ en em disqeuzas dezo beo, o rêy dezo „ calz a breuvennou, oc'h apparissa dezo en„ pad daou-uguent devez, o comz dezo eus „ a Rouantelez Doue, hac o têbri gante. Or„ dren a eure dezo nonpas sortial a Jerusalem, „ mes gortos promessa an Tad, peini, emezàn, „ oc'h eus clêvet eus va guinou. Rac Yan, „ evit guir, en eus badezet ebars en dour, „ mes c'houi, abars nebeut deiziou, a vezo

» badezet ebars er Sperer-Santel. E zàn da » zigaç deoc'h donêzon va Zad, peini a so » bet prometet; gouscoude, chomit ebars er » guær a Jerusalem, qen a vezot guisqet eus » ar vertu dious crec'h. » Meditet hon eus apparicionou Jesus ressuscitet, hac e instrucționou d'e Zisqibien. An hini a zigaço dezo abars nebeut deiziou, hervez promessa an Tad, eo ar Speret-Santel, an drivet person eus an Drindet. Ar Speret-Santel eo ar vertu dious crec'h, an tân divin, ar speret a sclêrijen, a nerz hac a garantez, en peini e vezint badezet, evel anfoncet, a beini e vezint penetret, guisqet. En receo a rejont deiz ar Pantecost, ha pebes chenchamant a broduas enne!

2. An difen da zortial a Jerusalem ne gomprene qet ar zorti a ras an Ebestel gant J.-C. evit beza testou eus e Asçansion, mes an amzer abaoue an Asçansion betec an disqen eus ar Speret-Santel. Evit eta beza testou eus e Asçansion, *o c'hunduas neuze ermèz eus ar guær a Vethani. Neuze ar re a oa en em rentet eno* (var Menez Olivet) *a c'houlennas digantàn: Otrou, hac ebars en amzer-màn ec'h adetablisfot ar Rouantelez a Israël?* Cetu an Ebestel, goude Passion ha Resurreccion hor



Zalver, occupet evel diaguent eus a c'hrandeuriou tamporel. N'en int qet chenchet evit beza guelet misteriou qer burzudus. Ar chenchamant-se a vezo labour ar Speret-Santel. Ni hon-unan ne vesqomp-ni qet gant ar Relijion ideou izel, terrien, charnel? Betec ebars en exerciçou a zevocion, n'en em gunduomp-ni qet dre interest, dre ambicion, dre vanite, dre amour-propr? *Mes respont a eure dezo: n'en eo qet deoc'h da c'houzout an amzeriou hac ar momentchou en eus reservet an Tad d'e bouar souveren.* Jesus a avertis ac'hanomp qercouiz hac an Ebestel, d'en em lezel da veza gouarnet gant ar Brovidanç, da veza prest da ober bolonte Done en pep tra, ha da brofita a bep tra evit hor santificacion.

3. *Mes receo a refot vertu ar Speret-Santel, peini a zisqenno varnoc'h, hac e rentfot testeni din ebars en Jerusalem hac ebars er Judee en antier hac er Samari, ha betec ar pennou pella eus ar bed.* J.-C. a zigaç da zonj d'e Ebestel eus ar Mister bras en eus anoncet dezo, eus ar Speret-Santel peini a dleont da receo, eus al labouriou apostoliq pere a dleont da entrepren. En em occupomp hep ces eus ar misteriou bras hon eus recevet

pe a dleomp da receo, eus ar vertuziou excelant pere a dleomp da bratiqa, hac ar zònjesonou vên ne occupint muy ac'hanomp. Mar retornont, retornomp ive d'ar memes objedou bras, ha neuze an distraccionou, el lec'h noazout deomp, a vezo un avertissamant hac ur rêzon evidomp da zònjal en Doue ha d'en em occupi anezàn. Eurus ar re a so fidel da glasq an Otrou-Doue ha d'en em derc'hel en e bresanç!

Evit m'am bezo-ar boneur-se, ô va Doue, carguit ac'hanòn eus ho Speret. Roit dìn lod ebars er sclêrijên, en ardeur, en nerz a bere an Ebestel a recevas an abondanç, evit ma rentìn evelte testeni deoc'h, ha mac'h hanavefot ac'hanòn evit ho Tisqib ebars en deiz diveza. *Am.*

## CCCLVIII. MEDITACION.

*Asçansion hor Zalver.*

Luc. 24. 50-53. Act. 1. 9-14.

1. „ An Otrou Jesus, goude beza comzet „ evelse oute, o veza savet e zaouarn, o bi„ nigas. „ Ne ouser qet a beseurt comzou en em zervichas Jesus, na peseurt mouvamanchou a ras gant e zaouarn. Marteze an Ebestel en



em zervichas eus ar memes form ebars er benediccionou a roent, marteze eo ar memes form o deus lêzet gant an Ilis. Benediccion Jesus a oe e ziveza adieu, an diveza testeni eus e garantez, ha carga a eure an Ebestel a zouster, a joa hac a gonsolacion. *Hac ous o beniga, en em zeparas dioute hac er guel-jont o sevel entreze an én.* Pebes spectacl! N'o devoa c'hoas guelet netra qer burzudus. Er guelet o devoa qent e varo o qerzat var an dour; goude e Resurreccion e voa en em gavet en o c'hreiz ebars er Cenacl, en pelec'h e voa antreet, an norojou o veza serret; mes amàn ar miraclou a so brassoc'h; Jesus a so gante, comz a reont outàn, comz a ra oute, o c'huittât a ra, sevel a ra en êr, pignat a ra douçamant, er guelet a reont, pellât a ra, n'er bessedont muy, e zeont da gol ar vel anezàn. Gouzout a reont pelec'h e za, el lavaret en eus dezo qen alies. Pignat a ra en ên, a belec'h e voa disqennet, retorn a ra da gaout e Dad, gant peini e voa bet digacet; mont a ra el lêc'h ne allont qet int mont bremàn, mes mont a rint un deiz. E za da occupi ar plaç a so dleet dezàn, ha da brepari ar plaç dezo ha deomp hon-unan, e za da azea en tu

deo d'e Dad, qen adeuyo d'or guervel da vont da battaji e eurustet. Muy eguet sot e renq beza an hini n'en eo qet ravisset dre un hevelep spectacl, ha charmet dre un hevelep esperanç, an hini n'en eo qet evit biqen diangach dious an douar, ha n'en eus qet e ol attach ous an ên.

2. *Hoc ur goabren en cuzas ous o daoulagad.* Ne zellit muy, Disqibien ravisset ha charmet; ar pez a so en tu al d'ar goabren ne al qet beza exposet da zaoulagad mortel. An Êlez, an Arc'helez, an ol Buissançou celestiel a deu var ben-hent d'o Roue. Un nombr inombrabl a gaptivet illustr en em unis gant o Liberator. An ol dud just, maro abaoue comançamant ar bed, hac ar re a so resuscitet gant J.-C., en em gao darn en ene hepqen, darn al en corf hac en ene, oc'h accompagni e triomph glorius. En em digorit, dorojou eternel, ceta amàn ar Roue a c'hloar gant e gompagnunez. Ne c'houlennit qet piou eo. Beza e zeo an Otrou crén ha puissant ebars er brezellou, Oan Doue bet laqet d'ar maro, al leon victorius, al leon a dribu Juda, Otrou ar vertuziou, ar Roue a c'hloar. Gant ar galite-se e za Jesus da azea en tu deo d'e Dad, hac e za da blaçi ar re en eus delivret. Eno e c'horto, eno



e plaço ive qement a gredo ennàn hac a brofito eus e redempcion. O peguement, abaoue neuze a so savet ha placet en ên gantàn! Penos e sellont-y bremàn an douar ha qement a occup an dud var an douar!

3. *Hac evel ma voant attantif ous er sellet o pignat en én, daou zen guisqet en guenn en em bresantas souden dezo, pere a lavaras: Tud a Chalilee, perac en em arétit-u da sellet ous an én?* An Ebestel ne velent muy Jesus, hac evit se e sellent ous an ên. Ar vel eus an ên en peini e voa antreet o Mestr, o ravisse qement, ne allent qet distrèy o daoulagad dious eno. Mes Ebestel ne dleont qet beza bepret en contemplacion. Beza o deus obligacionou al da bere ne allont qet manqout. Ar re-màn a dleye retorn da Jerusalem, en em brepari da receo ar Speret-Santel, evit en em fenna dre ar bed da anonç Aviel J.-C. Dalc'homp hor c'halonou bepret savet ous an ên, hon labour ne vezo nemet muyoc'h fervant ha muyoc'h util; mes hon daoulagad ne allont qet beza bepret arêtet eno, pe ne rafemp qet qercouiz hon deveriou, hac cos e vemp a zomach hac a scandal d'hon nessa. *Ar memes Jesus, peini ous en em separi diouzoc'h,*

*a so en em savet en én, a deuyo er memes féçon m'oc'h eus-àn guelet o pignat.* Ar gont terrubl a c'houlenno J.-C. diganeomp en e eil donidiguez, a dle hon angaji da brofita eus ar graçou en eus proculet deomp ebars en e zonidiguez qenta.

4. *An Disqibien o veza en adoret, en em retiras leun a joa divar Mene Olivet, peini a so dious Jerusalem ar spac a hent a eller da ober deiz ar Sabbat, hac a zistroas da Jerusalem.* Qemeromp lod ebars en o joa, rac ar Mister-se a so evidomp evel evite; hor Mestr evel o hini a so pignet en êu. En em rejouissomp eus e c'hloar, labouromp da brocuti e c'hloar; evel an Ebestel, labouromp ha pedomp, pedomp ha labouromp. *Pa voent antreet, e savjont ebars er Cenacl, en pelec'h e chome Pér ha Yan, Jacqes hac Andre, Philip ha Thomas, Bertheleme ha Maze, Jacqes, mab Alphee, ha Simon leun a zél, ha Judas, breur Jacqes. Hac ol e perseverent a-unan ebars er beden gant ar graguez, gant Mari-mam da Jesus, ha gant breudeur (qenderoi) Jesus. Hac e voant bepret ebars en Templ o veuli hac o c'hlorifia Doue. Amen.* Ar retret, ar beden particulier hac ar beden



publiq, cetu aze dre beseurt moyenou en em disposas an Ebestel da receo ar Speret-Santel. Beza e zint an exempl a dleomp da imita hac ebars ên hon tiez hac ebars en Ilis. Peseurt graçou ne denne qet Mari var ar societe devotse. Beza e zeo ar sqüer eus ar graguez christen.

O Jesus, ebars an deiz Santel-màn en peini e celebromp ar memor eus oc'h Asçansion glorius, hor guelit prosternet ous treid oc'h Oteriou evit goulen ho penediccion. O Jesus, pegoulz e pignin-me en ên ganeoc'h, en em unissin ganenoc'h evit biqen? Courach, va ene, an ên eo an termen, hac ar moment ne màn qet pel. O douar, peguer vil ha peguer disprizapl out, pa sellàn an ên! O Ên, objet douç eus va esperanç, occupit va speret, possedit va c'halon, bezit an objet uniq eus va ol deziriou. *Amen.*

## CCCLIX. MEDITACION.

*Choaz a S. Mathias.* Act. 1. 15-26.

1. „ EBARS en deiziou-se, Pêr o sevel en „ creis e vreudeur (beza e oant vardro c'houec'h „ uguent personach), a gomzas evellen: Va „ breudeur, ret e oa m'en em accomplisje ar „ pez en evoa anoncet ar Speret-Santel dre

» c'hinou David var sujet Judas, peini a so » bet conduet ar re o deveus qemeret Jesus. » Rac scrivet eo ebars en Leor ar Salmou : » O dè neurañç ra zeuy dezert; ne vezot den » a chomfe ennì. Ra guemero un al e blaç » ebars en escopinch. » Ceiu'amàn ar c'henta per a juridiccion a exerç Pêr var-an Ilis universel en galiçia Viçel da J.-C. Ne alle qet en em bresanti un occasion muyoc'h important. Adimomp gant peseurt furnez ec'h appliq Pêr ar brofecion. Ar brofeciou, hac an explicacion a ro Pêr anezo, a so labour ar Speret-Santel, ar speret-se roet gant Jesus d'e Ebestel, pa c'huesas varnezo an deiz eus e Resurreccion. Trahison Judas o veza anoncet, e range êmouz; mes ar Profet a vele ec'h êruje libramant. *Ret eo eta, entre ar re a so bet ganeomp epad an ol amzer m'en eus an Otrou Jesus bevet ha converset ganeoc'h, o comanç dbaoue an amzer ma voe badezet gant S. Yan, betec an deiz ma zeo bet savet eus hor c'hreis, ret eo ma ve choazet unan eus ar re-se evit beza ganeomp test eus e Resurreccion* S. Pêr a verq ar c'hondicionou necesser ebars en hini a vezo choazet, hac ar fin evit peini e vezo choazet; en



em adressi a ra da guement a so presant, evit goulen o avis.

2. *Rac beza e voa demeus hor c'hompagnunez, ha bet e voa galvet d'ar memes foncionou. Hac en eus posseḍet ar priz eus ar parq evit e fallentez, hac o veza en em grouguet, e zeo crevet dre greiz e gorf, hac e antraillou a so en em fennet. Ar pez a so bet qen hanavezet gant an ol habitantet a Jerusalem, ma zeo ar parq-se hanvet en o langach Haceldama, da lavarat eo, parq ar goad.* Maro Judas a bresant deomp ur spectacl euzus, peini a dlefe spouza qement en em laqa en penn enemiet J.-C. Un Apostol en em gol, un al a so laqet en e blaç. Ur bobl a gol ar feiz, un al he c'hemer; un ene en em relach hac a goez ebars er glouarder, ur pec'her en em gonvertis hac a deu fervant. Ah! pebes dizesper beza ebars en ifern, ha gouzout penos un al a so er barados oc'h occupi ar plaç a oa destinet deomp, hac hon eus collet dre hor fot!

3. *Var-se e voe proposet daou : Joseph, hanvet Barsabas, ha leshanvet ar Just, ha Mathias. Neuze e pedjont en termeniou-màn: Otrou, c'houi a hanav calonou an ol, dis-*

*qeuzit deomp peini eus an daou-màn oc'h eus choazet, evit caout lod ebars er minister, hac ebars en Abostolach en peini Judas a so bet infidel, evit en em denn en e blaç. Neuze e voe roet ar sord dezo, hac ar sord a goezas var Mathias, hac e voe recevet etouez an unneg Abostol*, evit ober an daouzecvet. Plaç terrubl, en peini e voa disqennet Judas. Plaç peini a voa en guirione *e blaç*, ha plaç qement a goez ennàn, abalamour m'o deus-àn meritet, ha m'en occupont evit an eternite. Ar beden-se a oa meurbet propr dà inspira santimanchou a aon hac a respet d'ar re a oa presant evit ar choas eus un Abostol, hac a dle produi ar memes effet var ar re a choaz Ministret an Ilis, ha var ar re a el beza choazet evit ur fonccion qer zantel. Un humilite sincer ebars en daou Zisqib proposet; an dezir pur da broculi gloar Doue hac avantach an Ilis ebars er re o fropose; ar choaz dre ar sord hanavezet evit bolonte Doue gant ur zoumission barfet abers an ol; cetu aze an exempl a bresant ar choaz a S. Mathias d'an ol sieclou da zont. Ar form a el beza chenchet; mes an disposicionou ne allont qet beza chenchet hep crim.

O



O va Doue, ouzoc'h ec'h apparchant ar choaz eus a Bastoret oc'h Ilis. Grit ma vezint ol hervez ho calon. Roit dezo ur garantez ardant evidoc'h, hac antraillou a drugarez evit o breudeur. Inspirit dezo ur zêl humbl ha courajus, evit m'en em zacrifiint evit ho cloar hac evit silvidiguez an dénved prenet gant goad ho Mab. *Amen.*

## CCCLX. MEDITACION.

*Disqen ar Speret-Santel var an Ebestel, deiz ar Pantecost.* Act. 2. 1-13.

1. „ PA voe êru deiz ar Pantecost, e voant „ ol assamblet en ur memes lec'h; hac en „ un tol e voe clêvet eus an ên un drous vras „ evel trous un avel crén, a beini an ti en „ pelec'h e voant, a voe carguet ol. „ O tud, en em rejouissit, an Otrou-Doue a zigaç e speret evit neveât faç an douar. Ul Lezen neve a guemer plaç Lezen Moyses, peini a voa evit ur bobl hepqen; homàn a ya da veza anoncet d'an ol Nacionou eus ar bed gant un drous, un nerz hac ur brontidiguez merqet dre an avel grén peini a glêver. Ar bed a ya da chench a faç, hac en lec'h payanet, ne vezo guelet nemet adoratourien d'ar guir Doue.

*Hac e veljont evel téodou tân separet, père en em blaças var benn pepini anezo.* Ar Speret-Santel a so evel un tân ardant peini a burifi an ene dioushe ol souillurennou; un tân flam peini a sclêra ar speret, hac a zissip e zevalijen; un tân douç peiní a antre ebars er galon, en penetr, en tom, en consum. Pedomp an tân divin-se da zont ennomp, ha da brodui e effejou qer dezirabl. An têodou a sinifi penos e vezo convertisset ar bed dre an instruccion, ha penos an Otrou-Doue n'en eus roet qen arm d'an Ebestel. Têodou a dân, a sclêrijen hac a garantez o deus convertisset an dud infidel, hac a dle conservi ha santifia an dud fidel. Petra da lavarat eus an hini peini, goude beza recevet ar Speret-Santel, ne brononç nemet detraccionou, leoudouet, sottisou, blasfêmou, impieteou? Recevet en eus un têod a dân, mes eus a dân an ifern, ha nonpas eus a dân ar Speret-Santel.

2. *Qerqent e voent ol carguet demeus ar Speret-Santel, hac e comançjont da gomz langajou differant, dious ma ré ur Speret-Santel dezo comz.* Aduiromp ar chenchamant a ra ar Speret-Santel ebars en Ebestel. 1. Ebars en o speret: diaguent ne allent qet compren



ar guirioneou sclêra expliqet dezo gant J.-C.; hac en un instant e zint instruet eus a ol visteriou hac a ol desseniou an Otrou-Doue. 2. Ebars en o c'halon: diaguent e voant terrien, ambicius, jalous, inconstant, aoniq; hac en un tol cetu int spirituel, humbl, courajus. Ne zeziront nemet souffr ha mervel. 3. Ebars en o zalanchou: diaguent e voant grossier, hep disqamant, hep eloqanç; en un tol e zint disqet, eloqant, e comzont a bep-seurt langach. Petra ne allomp qet ha ne dleomp qet da c'hortos digant un Doue qer mad ha qer galloudus? Ma ne brodu qet bremàn ar Speret-Santel chenchamanchou qer soubit ha qer parfet, abalamour n'en int qet necesser, e ra gouscoude chenchamanchou bras ha pront, pa n'em rent ar c'halonou soupl ha sentus ous e operacion. Ma ne c'hoarve eta nep chenchamant ennomp, mar domp bepret sujet d'ar memes sempladurez, d'ar memes defotou, n'on eus qet ar Speret-Santel evit Mestr, pe mar comz ouzomp, n'er zelaouomp qet, ne oboissomp qet, rezista a reomp. Allas! d'or boneur hon-unan en em opposomp. Ar chenchamant parfet-se a ras ar Speret-Santel ebars en Ebestel, a selle an donêsonou a recevjont evit établissa,

ha gouarn an Ilis; rac evit ar pez a selle oute o-unan, e tleyent bemde cresqi en perfeccion hac en merit; en ober a rejont epad o buez, peini a finissas dre ar verzerenti. Evidomp, ni a felfe deomp beza parfet en un tol, hac evit ar real hac evidomp hon-unan, hep ma coustfe poan ebet deomp. Ar Speret-Santel a ra an ol vad spirituel a so ennomp; mes goulen a ra ma labourfemp gantàn, hac en defot a fidelite eus hor peurz, ne avançomp qet, e chomomp ebars er memes stad, pe memes e reculomp.

3. *Mes beza a voa en Jerusalem Judevien, tud Relijius, hac eus an ol Nacionou a so dindan an én. An drous eus un hevelep miracl a assamblas ur foul vras a dud pere a voe sézisset a zoues, dre ma clêve pepini eus an Ebestel o comz langach e vro. An ol a voa estonet, hac a lavare dre ar zantimant eus o admiracion: an dud-se ol pere a gomz, n'en int-y qet Galileanet? Penos eta o c'hlévomp-ni pepini ac'hanomp o comz langach ar vro en peini e zomp ganet? Parthet, Medet, Elamitet, Habitantet ar Mezopotami, ar Judee, ar C'happadoç, ar Pont, an Asi, ar Phriji, ar Pamphili, an Ejypt, eus ar*



*borcion a Lybi peini a so vardro Cyren, ar re a so deut a Rom, qen Judevien, qen neve gonvertisset, Cretet pe Arabet, o c'hlévomp o publia en hon langach buzudou an Otrou-Doue. E voant eta ol evel ermèz anezo o-unan, ha goulen a rent gant admiracion an eil ous eguile: petra a el qement-màn da zinifia?* Just e voa dezo admira. Ar miracl a voa patant, neve, ha ne alle qet beza muyoc'h publiq. Goude beza admiret ar miracl, admiromp c'hoas ar Brovidanç da veza assamblet qement a bobliou differant evit asista er c'henta publicacion eus an Aviel. O comz oute, S. Pêr en eus comzet ous ar bed ol; rac ar re o deus selaouet S. Pêr, ne vanqint qet da bublia dre-ol ar pez o deus guelet ha clêvet. O va Doue, peguer bras eo ho tesseniou, peguer caer eo oc'h œuvrou!

4. *Real a ré goab, hac a lavare: an dud-se a so troublet gant ar guin.* Cetu aze ar c'henta opposicion grêt d'ar Gristeniach, en deiz memes, er moment memes eus a bublicacion ar Gristeniach, dreist da beini n'en eus lavaret biscoas, ha ne vezo lavaret biqen netra enep d'ar Gristeniach. Goapêrezou dirêzon, accusacionou fos. Lavarat e voa evet d'an

Ebestel da nao heur dious ar mintin, en un amzer en peini ar Judevien ne guemerent netra aroc creiz-de. An dud impi eus hon amzer ne lavaront nemet ar pez a voa bet lavaret neuze. An Ebestel a lavaret a voa mêo, o Successoret a lavarer a so trelatet, droug-inspiret. Ha possubl eo e ve tud da bere ur miracl qer visibl a barisfe ur vezventi, da bere ur Relijion qer zantel a barisfe ur follentez! Evit lavarat ar gomz-se, ne fot na refleccion nac attancion, ha pa ve lavaret, en em greder quit dirac Doue. Mes peguen differant e vezo jujamant ar Barner Souveren! Ha ne voe qet ive tud pere ne denjont conseqanç ebet eus ar miracl bras a ras an Otrou-Doue en deiz ar Pantecost? Da viana evelse e c'hoarvez ebars er solenniteou eus ar Relijion. Darn a ra attancion hac a brofit, darn al a ra goab, a vlasfêm, darn al a so qen insansibl evel pa n'o defe qet un Doue da servicha, un ene da zovetât. A beseurt niver e zomp-ni? Pa celebr an Ilis ar Goel bras-màn eus a zisqen ar Speret-Santel, penos en em breparomp-ni? Gant peseurt santimanchou a garantez e tremenomp-ni un deiz qer precius? Peseurt profit a dennomp-ni anezàn?



O tân sacr eus ar Speret-Santel, chasseit an devalijen eus va ententamant, antreit ebars em c'halon, tomit, dêvit-àn. Speret-Santel, roit dìn unan eus an têodou-ze a dân, a sclêrijên hac a garantez pere a zisqennas var an Ebestel, evit mac'h allìn ho clorifia, cô-vessât va fec'hejou, instrui gant zêl, repren gant douçter, edifia en pep tra, ha tevel pa vezo a propos. O Ebestel santel, pere ebars en deiz bras-màn oc'h eus recevet gant dreist-abondanç ar speret a virione hac a zantelez, obtenit dìn ar speret a zoumission hac a fidelite, evit o credi ar guirioneou oc'h eus prezeguet, o pratiqa an œuvrou oc'h eus recomandet, o veva hac o vervel ebars en Ilis oc'h eus fondet, ma parvenìn d'ar recompanç oc'h eus disqet deomp da c'houlen ha da esperi. *Amen.*

FIN.

## APPROBATION

*De MM. les Vicaires Généraux de S. Brieuc.*

Les Vicaires Généraux Capitulaires du Diocèse de S.-Brieuc, le Siége vacant, après avoir fait examiner la Traduction de l'*Evangile Médité*, en breton, par M. Richard, Recteur de Pomerit-Jaudy, en recommandent la lecture aux Fidèles de la partie bretonne de ce Diocèse, et engagent MM. les Ecclésiastiques à se procurer cet Ouvrage, dans lequel ils trouveront d'excellents sujets de méditations et d'instructions.

Saint-Brieuc, le 10 Février 1819.

J. M. Robert de la Mennais, *Vic. Gén.*

## APPROBATION

*De Monseigneur l'Evêque de Quimper.*

Après avoir fait examiner la Traduction en breton de l'*Evangile Médité*, par M. Richard, Curé dans le Diocèse de S. Brieuc, Nous avons pensé que cet Ouvrage seroit très-utile aux Fidèles de notre Diocèse. Nous prions MM. les Curés et Desservans de faire connoître cet Ouvrage aux Fidèles qui leur sont confiés.

† P. V. *Evêque de Quimper.*

## *FOTOU DA GORIJA*

### Ebars en Tom Pêvar ha diveza.

| *Pajen* | *lignen* | *elec'h* | *lennit* |
|---|---|---|---|
| 16, | 26, | El lec'h | el lec'h |
| 37, | 16, | *a reprenas e* | *a reprenas:* |
| 59, | 25, | bompad | bompa |
| 60, | 15, | a vezo | he vezo |
| 76, | 1, | ar rê | a rê |
| 82, | 26, | *breniadur.* | *breinadur.* |
| 95, | 23, | en eil | un eil |
| 104, | 21, | ha Jerusalem, | a Jerusalem, |
| 124, | 18, | a cafje | e cafje |
| 132, | 1, | as;uranç. | assuranç. |
| 183, | 5, | en ho | en o |
| 196, | 3, | *Judas* | *Jesus* |
| 202, | 10, | memes bete, | memes, bete |
| 216, | 26, | bza | beza |
| 223, | 17, | En examinomp | En em examinomp |
| 287, | 22, | Mez | Mes |
| 290, | 10, | consarci | consacri |
| 307, | 25, | *a assuraç* | *a assuras* |
| 330, | 13, | souillurien, | souilluren, |
| 375, | 14, | vasfêmatoret-se | vlasfêmatoret-se |
| 448, | 15, | van | var |
| 451, | 26, | *a* | *ra* |

# TABLEN

## DEMEUS AR VEDITACIONOU

### A guever el Leor-màn.


CCXXXVII. *Jesus a antre en Jerusalem hac a ya d'an Templ,* Pajen 3.

CCXXXVIII. *Discours Jesus ebars en Templ an deiz eus e driomph,* 7.

CCXXXIX. *Fin eus a Ziscours Jesus,* 13.

CCXL. *Jesus en em denn da Vethani,* 18.

CCXLI. *Jesus a zistro d'an Templ,* 21.

CCXLII. *Jesus a chasse, evit an deirvet guech, ar Varc'hadourien eus an Templ,* 24.

CCXLIII. *Jesus a deu bemde d'an Templ,* 28.

CCXLIV. *Ar Fiezen dizec'het,* 31.

CCXLV. *Jesus intérojet var e otorite,* 34.

CCXLVI. *Parabolen an daou Vab pere a zizobois,* 37.

CCXLVII. *Parabolen ar Guinierien pere a luqa d'ar maro an Domestiqet, ha goude Mab o Mestr,* 39.

CCXLVIII. *Ar Men Corn,* 44.





CCXLIX. *Parabolen ar re a so conviet da Eured Mab ar Roue,* 49.

CCL. *Jesus intérojet var sujet an Tribut.* 56.

CCLI. *Jesus intérojet var sujet ar Resurreccion,* 59.

CCLII. *Jesus intérojet var ar Gourc'hemen bras eus al Lezen,* 64.

CCLIII. *Jesus a intéroch ar Scribet hac ar Pharisianet var sujet ar Christ,* 69.

CCLIV. *Caracter ar Scribet hac ar Pharisianet,* 72.

CCLV. *Mallozou prononcet enep d'ar Scribet ha d'ar Pharisianet,* 76.

CCLVI. *Mallozou al enep d'ar Scribet ha d'ar Pharisianet,* 81.

CCLVII. *Ar bersecucionou hac ar bunicion anezo,* 85.

CCLVIII. *Offranç an Intanvez,* 91.

CCLIX. *J.-C. a anonç an distruch a Jerusalem hac ar Varn diveza,* 93.

CCLX. *Qenta suit eus ar memes sujet,* 96.

CCLXI. *Eil suit eus ar memes Profeci,* 99.

CCLXII. *Trede suit eus ar memes Profeci,* 104.

CCLXIII. *Pévare suit eus ar memes Profeci,* 108.

CCLXIV. *Fin eus ar Brofeci var an distruch a Jerusalem hac ar Varn general*, 113.
CCLXV. *Parabolen an Tad a famill peini a veillfe, ma vouife da be heur e tle al laer donet. Maro ur C'hristen clouar*, 115.
CCLXVI *Parabolen ar Zervicher peini a veill. Maro ur C'hristen fervant*, 119.
CCLXVII. *Parabolen ar Zervicher mechant peini ne veill qet. Maro ar Pec'her*, 123.
CCLXVIII. *Parabolen ar Porzier*, 127.
CCLXIX. *Parabolen ar Roüed*, 130.
CCLXX. *Parabolen an dec Guerc'hez*, 134.
CCLXXI. *Parabolen an Talanchou*, 139.
CCLXXII. *Ar Varn Jeneral*, 144.
CCLXXIII. *Effejou eus ar Varn di-veza*, 152.
CCLXXIV. *Disposicionou a galon en pere e voa ar Judevien*, 155.
CCLXXV. *Jesus a anonç e Bassion d'e Ebestel. Conseill ar Judevien enep da Jesus*, 158.
CCLXXVI. *Jesus a goagn e ti Simon al lor, en Bethani*, 162.
CCLXXVII *Judas a drét gant Cheffou ar Judevien evit livra Jesus dezo*, 166.
CCLXXVIII. *An Disqibien a brepar ar Pasq*, 170.
CCLXXIX. *Gant peseurt carantez e celebr Jesus ar Pasq*, 172.
CCLXXX. *Jesus a voëlc'h treid e Ebestel*, 176.
CCLXXXI. *Jesus d'e Ebestel, goude beza goëlc'het o zreid*, 179.
CCLXXXII. *Jesus a ra ar Goan Pascal gant e Ebestel, hac a zisclëry penos unan anezo en trahisso*, 183.
CCLXXXIII. *Institucion Sacramant an Oter*, 187.
CCLXXXIV. *Jesus a zisclëry un eil guech d'e Ebestel penos e vezo trahisset gant unan anezo*, 192.
CCLXXXV. *Jesus a zisclëry da S. Yan piou eo an traitour, ha Judas a zorti evit accomplissa e zesseign*, 194.
CCLXXXVI. *Disput an Ebestel var ar superiorite*, 197.
CCLXXXVII. *Antretien a Jesus gant e Ebestel epad ar goan*, 200.
CCLXXXVIII. *Qenta suit eus a antretien Jesus gant e Ebestel epad ar goan*, 204.

CCLXXXIX. *Eil suit eus ar memes antretien*, 208.
CCXC. *Fin eus ar memes antretien*, 212.
CCXCI. *Discours Jesus d'e Ebestel goude ar goan*, 218.
CCXCII. *Qenta suit eus ar memes Discours*, 221.
CCXCIII. *Eil suit eus ar memes Discours*, 225.
CCXCIV. *Trede suit eus ar memes Discours*, 229.
CCXCV. *Pévare suit eus ar memes Discours*, 233.
CCXCVI. *Fin eus ar memes Discours*, 238.
CCXCVII. *Peden Jesus goude ar goan*, 242.
CCXCVIII. *Qenta suit eus ar memes Peden*, 245.
CCXCIX. *Eil suit eus ar memes Peden*, 248.
CCC. *Fin eus ar memes Peden*, 251.
CCCI. *Jesus a ya da Jardin Olivet*, 255.
CCCII. *An daou gleze*, 259.
CCCIII. *Tristidiguez Jesus en Jardin Olivet*, 262.
CCCIV. *Peden Jesus en Jardin Olivet*, 266.
CCCV. *Apparicion un Æl. Angoni Jesus: Ar c'hoezen a hoad*, 269.



CCCVI. *gesus goude e beden ebars er Jardin*, 275.
CCCVII. *Poq Judas*, 275.
CCCVIII. *Puissanç Jesus var ar Zoudardet, pere a avanç evit en çemer*, 278.
CCCIX. *Ardeur S. Pér evit difen e Vestr*, 281.
CCCX. *gesus en em livr d'e adversourien*, 285.
CCCXI. *Liamou Jesus*, 288.
CCCXII. *Conseill ar Judevien. Jesus intérojet*, 292.
CCCXIII. *Eil intérogacion a gesus. gujet eo dign a varo*, 297.
CCCXIV. *gesus outrajet en ti Gaiphas*, 300.
CCCXV. *Pec'het S. Pér*, 304.
CCCXVI. *Pinijen S. Pér*, 309.
CCCXVII. *Eil Conseill ar Judevien. Jesus jujet dign a varo*, 315.
CCCXVIII. *gesus livret da Bilat*, 318.
CCCXIX. *Maro maleurus a Judas*, 321.
CCCXX. *Antretien Pilat gant ar Judevien*, 325.
CCCXXI. *Jesus intérojet gant Pilat*, 328.
CCCXXII. *Silanç Jesus dirac Pilat*, 330.
CCCXXIII. *Jesus cacet a di Bilat da*

*di Herodes, hac a di Herodes da di Bilat*, 333.
CCCXXIV. *Jesus laqet en comparéson gant Barrabas*, 336.
CCCXXV. *Ar Bobl a c'houlen ma vezo delivret Barrabas ha crucifiet Jesus*, 341.
CCCXXVI. *Pilat a gonsant d'ar c'hrim*, 344.
CCCXXVII. *Jesus dispennet gant ar fouetou*, 348.
CCCXXVIII. *Jesus curunet Roue*, 351.
CCCXXIX. *Jesus disqeuzet d'ar Bobl*, 354.
CCCXXX. *Pilat a livr Jesus evit beza crucifiet*, 358.
CCCXXXI. *Jesus o touguen e Groas*, 362.
CCCXXXII. *Jesus a rancontr graguez pere a voel varnezàn*, 365.
CCCXXXIII. *Jesus crucifiet*, 368.
CCCXXXIV. *An titr eus a Groas gesus; ar partach eus e zillad; blasfémou prononcet en e enep*, 372.
CCCXXXV. *Al Laer mad*, 376.
CCCXXXVI. *An teir Mari ha S. Yan ous troad ar Groas*, 379.
CCCXXXVII. *Tevalijen miraculus. Diou gomz a Jesus nebeut amzer aroc e varo*, 382.
CCCXXXVIII. *Diou gomz diveza a Jesus hac e varo*, 386.
CCCXXXIX. *Burzudou éruet var maro Jesus*, 389.
CCCXL. *Costez Jesus digoret*, 393.
CCCXLI. *Jesus sebeliet hac entéret*, 396.
CCCXLII. *Ar Bez evessét ha siellet*, 400.
CCCXLIII. *An nos entre ar Zadorn hac ar Zul*, 402.
CCCXLIV. *Madalen a deu d'ar Bez d'ar Zul vintin aroc an deiz*, 406.
CCCXLV. *Jesus a apparis da Vadalen*, 409.
CCCXLVI. *Janned hac he C'hompagnonezet a deu d'ar Bez da c'houlou deiz*, 413.
CCCXLVII. *Mari mam Jacqes hac he C'hompagnonez a deu d'ar Bez goude sao eol*, 416.
CCCXLVIII. *Amcredulez an Ebestel*, 419.
CCCXLIX. *Ar Judevien a ra d'ar Zoudardet chench o zesteni*, 421.
CCCL. *Jesus a apparis da zaou Zisqib pere a yé da Emmaüs*, 424.
CCCLI. *Jesus a apparis d'e Ebestel vardro an nos eus a zeiz e Resurreccion*, 429.
CCCLII. *Comzou al a Jesus d'e Ebestel, deiz e Resurreccion*, 432.

CCCLIII. *Jesus a apparis d'an Ebestel eiz devez goude e Resurreccion, Thomas o veza gante,* 436.

CCCLIV. *Jesus en em zisqeuz d'e Zisqibien var ur menez a C'halilee,* 439.

CCCLV. *Jesus en em zisqeuz d'e Zisqibien var bord ar môr a Dyberiad en Galilee,* 444.

CCCLVI. *Suit eus ar memes Apparicion,* 449.

CCCLVII. *Jesus a gundu e Zisqibien var Menez Olivet,* 453.

CCCVIII. *Asçansion hor Zalver,* 456.

CCCLIX. *Choaz a S. Mathias,* 461.

CCCLX. *Disqen ar Speret-Santel var an Ebestel, deiz ar Pantecost,* 465.

Fin Tablen an Tom Pêvar ha diveza.

# TABLEN

Eus ar Chabistrou ha Versejou ar C'honcord, e peini e caver Avielou ar Zuliou, ar Goueliou hac an deveziou eur ar bloas, hac eus ar Meditacionou e pelec'h pepini eus an Avielou-màn a so expliqet.

*Al lizeren* C. *a verq ar Chabistr; al lizeren* V. *a verq ar Verset; ar merq-mâ — a zisqeuz adalec bete; al lizeren* T. *a verq an Tom; al lizeren* M. *ar Veditacion; al lizeren* p. *a verq ar bajen.*

Ar Propr eus an Amzer.

## AZVENT.

*I. Sul.*

Luc. C. 21. V. 25—33 T. 4. M. 263. p. 108.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 17. V. 20—21. T. 3. M. 212. p. 385.

*Ar Guener.*

Luc. C. 17. V. 31—37. T. 3. M. 214. p. 395.

*II. Sul.*

Maze. C. 11. V. 2—6. T. 2. M. 91. p. 165.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 1. V. 1—18. T. 1. M. 25. p. 186.

*Ar Guener.*

Yan. C. 3. V. 22—36. T. 1. M. 39. p. 298.

*III. Sul.*

Yan. C. 1. V. 19—28. T. 1. M. 30. p. 229.

*Merc'her ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 1. V. 5—15. T. 1. M. 2. p. 14.

*Guener ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 1. V. 39—56. T. 1. M. 4. p. 35.

*Sadorn ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 3. V. 1—6. T. 1. M. 21. p. 156.

*IV. Sul.*

Luc. C. 3. V. 1.—6. T. 1. M. 21. p. 156.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 3. V. 7—20. T. 1. M. 22. p. 164.

*Ar Guener.*

Marc. C. 1. V. 1—4. T. 1. M. 21. p. 156.

*Derc'hent Nedelec.*

Marc. C. 1. V. 16—20. T. 1. M. 35. p. 262.

*Nedelec, Ofern Anter-Nos.*

Luc. C. 2. V. 1—7. T. 1. M. 10. p. 78.

*Ofern goulou deiz.*

Luc. C. 2. V. 8—20. T. 1. M. 11. p. 85.

*Ofern an deiz.*

Yan. C. 1. V. 1—18. T. 1. M. 25. p. 186.

*Sant Stephan, qenta Merzer.*

Maze. C. 23. V. 34—39. T. 4. M. 257. p. 85.

*Sant Yan an Avieler.*

Yan. C. 21. V. 15—25. T. 4. M. 356. p. 449.



*An Inoçantet.*

Maze. C. 2. V. 13—23. T. 1. M. 17. p. 129.

*29 Qerzu. Sant Thomas, Arc'hescop a Gantorbery.*

Yan. C. 10. V. 21—18. T. 3. M. 186. p. 252.

*Ar Zul ebars en Eizvet Nedelec.*

Luc. C. 2. V. 25—35. T. 1. M. 15. p. 116.

*31 Qerzu. Sant Selvestr, Pap.*

Luc. C. 12. V. 35—41. T. 3. M. 162. p. 162.

Maze. C. 16. V. 13—20. T. 2. M. 135. p. 441.

*Eizvet Nedelec.*

Luc. C. 2. V. 8—20. T. 2. M. 11. p. 85.

*Circoncision J.-C.*

Luc. C. 2. V. 21. T. 1. M. 12. p. 94.

*Ar Zul etre ar Circoncision hac ar Rouane.*

Maze. C. 2. V. 13—23. T. 1. M. 17. p. 129.

*3 Guenveur. Santez Genovefa.*

Maze. C. 25. V. 1—13. T. 4. M. 270. p. 134.

*Derc'hent ar Rouane.*

Maze. C. 2. V. 13—23. T. 1. M. 17. p. 129.

*Deiz ar Rouane.*

Maze. C. 2. V. 1—12. T. 1. M. 13. p. 101.

*Eizvet ar Rouane.*

Luc. C. 2. V. 42—50. T. 1. M. 19. p. 143.

*Ar Sul en Eizvet ar Rouane.*

Yan. C. 1. V. 29—34. T. 1. M. 31. p. 237.

*II. Sul goude ar Rouane.*

Maze. C. 2. V. 1—11. T. 1. M. 34. p. 256.

*III. Sul goude ar Rouane.*

Marc. C. 8. V. 1—4. T. 1. M. 61. p. 477.

*Ar Guener.*

Maze. C. 8. V. 16—22. T. 2. M. 63. p. 3.

*IV. Sul goude ar Rouane.*

Maze. C. 8. V. 23—27. T. 2. M. 64. p. 11.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 8. V. 28—32. T. 2. M. 65. p. 19.

*Ar Guener.*

Luc. C. 8. V. 23—34. T. 2. M. 66. p. 28.

*V. Sul goude ar Rouane.*

Maze. C. 13. V. 30-34. 36-62. T. 2. M. 116. p. 317.

*Ar Merc'her*

Maze. C. 13. V. 30-34. 36-62. T. 2. M. 116. p. 317.

*Ar Guener.*

Luc. C. 4. V. 16—30. T. 1. M. 28. p. 213.

*VI. Sul goude ar Rouane.*

Maze. C. 13. V. 31—32. T 2. M. 114. p. 309.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 13. V. 22—30. T. 3. M. 168. p. 162.

*Ar Guener.*

Luc. C. 13. V. 31—35. T. 3. M. 169. p. 167.

*Septuagesim.*

Maze. C. 20. V. 1—16. T. 3. M. 220. p. 424.



*Al Lun.*

Maze. C. 11. V. 20—30. T. 2. M. 93. p. 178.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 13. V. 1—9. T. 3. M. 165. p. 145.

*Ar Guener.*

Yan. C. 13. V. 31—35. T. 3. M. 169. p. 167.

*Sexagesim.*

Luc. C. 13. V. 1—23. T. 2. M. 112. p. 194.

*Al Lun.*

Marc. C. 4. V. 26—29. T. 2. M. 113. p. 305.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 13. V. 33—32. T. 2. M. 114. p. 309.

*Ar Guener.*

Yan. C. 12. V. 37—50. T. 4. M. 274. p. 155.

*Qinquagesim.*

Luc. C. 10. V. 17—19. T. 3. M. 222. p. 436.

*Al Lun.*

Luc. C. 9. V. 51—56 T. 3. M. 151. p. 62.

*Merc'her al Ludu.*

Maze. C. 6. V. 1—18. T. 1. M. 55. p. 43.

*Ar Yaou.*

Maze. C. 8. V. 9—13. T. 1. M. 62. p. 485.

*Ar Guener.*

Maze. C. 5. V. 48—37. T. 1. M. 54. p. 422.

Maze. C. 6. V. 1—4. T. 1. M. 55. p. 431.

*Goueliou ar 5 Gouli eus hor Zalver.*

Yan. C. 27. V. 45—49. T. 2. M. 337. p. 382.

*Ar Zadorn.*

Marc. C. 16. V. 1—4. T. 2. M. 132. p. 425.

*I. Sul eus ar C'horais.*

Maze. C. 4. V. 1—11. T. 1. M. 26. p. 198.

*Al Lun.*

Maze. C. 25. V. 31—45. T. 2. M. 472. p. 144.

*Ar Meurz.*

Maze. C. 21. V. 10—16. T. 4. M. 237. p. 3.

*Merc'her ar Pévar-Amzer.*

Maze. C. 12. V. 38—42. T. 2. M. 109. p. 274.

*Ar Yaou.*

Maze. C. 13. V. 21—28. T. 2. M. 129. p. 405.

*Guener ar Pévar-Amzer.*

Yan. C. 3. V. 1—22. T. 1. M. 37. p. 279.

*Sadorn ar Pévar-Amzer.*

Maze. C. 17. V. 1—8. T. 2. M. 139. p. 174.

*II. Sul eus ar Chorais.*

Maze. C. 17. V. 1—9. T. 2. M. 139. p. 174.

*Al Lun.*

Yan. C. 8. V. 21—29. T. 3. M. 178. p. 209.

*Ar Meurz.*

Maze. C. 23. V. 1—12. T. 4. M. 254. p. 72.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 20. V. 17—19. T. 3. M. 222. p. 436.

*Ar Yaou.*

Luc. C. 16. V. 19—26. T. 3. M. 202. p. 339.

Maze.



*Ar Guener.*

Maze. C. 21. V. 33—41. T. 4. M. 247. p. 39.

*Ar Zadorn.*

Luc. C. 13. V. 1—9. T. 3. M. 165. p. 145.

*III. Sul eus ar C'horais.*

Luc. C. 11. V. 14—16. T. 2. M. 105. p. 249.

*Al Lun.*

Luc. C. 4. V. 16—30. T. 1. M. 28. p. 213.

*Ar Meurs.*

Maze. C. 18. V. 15—2. T. 3. M. 149. p. 47.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 15. V. 1—20. T. 2. M. 128. p. 395.

*Ar Yaou.*

Luc. C. 4. V. 38—39. T. 1. M. 45. p. 346.

*Ar Guener.*

Yan. C. 4. V. 1—28. T. 1. M. 40. p. 308.

*Ar Zadorn.*

Yan. C. 8. V. 1—11. T. 3. M. 176. p. 198.

*IV. Sul eus ar C'horais.*

Yan. C. 6. V. 1—13. T. 2. M. 121. p. 350.

*Al Lun.*

Yan. C. 2. V. 13—25. T. 1. M. 36. p. 270.

*Ar Meurs.*

Yan. C. 7. V. 14—24. T. 3. M. 171. p. 178.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 9. V. 1—12. T. 3. M. 181. p. 229.

*Ar Yaou.*

Luc. C. 7. V. 11—17. T. 2. M. 90. p. 159.

*Ar Guener.*

Yan. C. 11. V. 1—11. T. 3. M. 221. p. 431.

*Ar Zadorn.*

Yan. C. 8. V. 12—20. T. 3. M. 177. p. 202.

*Sul ar Bassion.*

Yan. C. 8. V. 46—59. T. 3. M. 180. p. 222.

*Al Lun.*

Yan. C. 7. V. 25—36. T. 3. M. 172. p. 183.

*Ar Meurs.*

Yan. C. 7. V. 1—30. T. 3. M. 170. p. 173.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 10. V. 22—30. T. 3. M. 208. p. 368.

*Ar Yaou.*

Luc. C. 7. V. 37—50. T. 2. M. 94. p. 185.

*Ar Guener.*

Yan. C. 11. V. 47—54. T. 2. M. 132. p. 425.

*Ar Zadorn.*

Yan. C. 12. V. 12—19. T. 3. M. 235. p. 494.

AR ZUL BLEUYOU

*Da Venediccion ar Palmès.*

Maze. C. 21. V. 1—9. T. 3. M. 235. p. 494.

*Passion.*

Maze. C. 26. V. 30—35. T. 4. M. 301. p. 255.

*Al Lun-Zantel.*

Luc. C. 19. V. 11—28. T. 3. M. 234. p. 489.



*Ar Meurs-Santel.*

Marc. C. 14. V. 26—34. T. 4. M. 301. p. 255.

*Ar Merc'her-Santel.*

Luc. C. 22. V. 31—34. T. 4. M. 301. p. 25.

*Ar Yaou-Gamblit.*

Yan. C. 13. V. 1—3. T. 3. M. 279. p. 215.

*Guener ar Groas.*

Yan. C. 18. V. 1—2. T. 4. M. 303. p. 262.

*Ar Zadorn Fasq.*

Maze. C. 28. V. 1—4. T. 4. M. 343. p. 402.

*Ar Zul Fasq.*

Marc. C. 16. V. 1. T. 4. M. 343. p. 402.

*Al Lun.*

Luc. C. 24. V. 13—35. T. 4. M. 350. p. 424.

*Ar Meurs.*

Luc. C. 24. V. 36—43. T. 4. M. 351. p. 429.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 21. V. 1—14. T. 4. M. 355. p. 444.

*Ar Yaou.*

Yan. C. 20. V. 11—18. T. 4. M. 345. p. 409.

*Ar Guener.*

Yan. C. 28. V. 16—20. T. 4. M. 354. p. 439.

*Ar Zadorn.*

Yan. C. 20 V. 1—10. T. 4. M. 354. p. 439.

*Sul ar* C'hasimodo.

Yan. C. 20. V. 19—23. T. 4. M. 351. p. 429.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 28. V. 5—10. T. 4. M. 347. p. 416.

*Ar Guener.*

Marc. C. 6. V. 9—11. T. 4. M. 345. p. 409.

*II. Sul goude Pasq.*

Yan. C. 10. V. 21—18. T. 3. M. 186. p. 252.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 10. V. 19—21. T 3. M. 187. p. 258.

*Ar Guener.*

Luc. C. 23. V. 50—56. T. 4. M. 341. p. 396.

*III. Sul goude Pasq.*

Yan. C. 16. V. 12—22. T. 4. M. 295. p. 233.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 13. V. 3—38. T. 4. M. 287. p. 200.

*Ar Guener.*

Yan. C. 16. V. 23—3. T. 4. M. 296. p. 238.

*IV. Sul goude Pasq.*

Yan. C. 16. V. 1—11. T. 4. M. 294. p. 229.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 17. V. 11—19. T. 4. M. 299. p. 248.

*Ar Guener.*

Yan. C. 17. V. 20—26. T. 4. M. 300. p. 251.

*V. Sul goude Pasq.*

Yan. C. 16. V. 23—33. T. 4. M. 296. p. 238.

*Lun ar Rogacionou.*

Luc. C. 1. V. 13. T. 2. M. 104. p. 242.



*Meurs ar Rogacionou.*

Luc. C. 1. V. 13. T. 2. M. 104. p. 242.

*Derc'hent an Asçancion.*

Yan. C. 17. V. 1—5. T. 4. M. 297. p. 242.

*Da Ofern ar Procession.*

Luc. C. 18. V. 1—8. T. 3. M. 215. p. 398.

*Deiz an Asçancion.*

Marc. C. 16. V. 14. T. 4. M. 351. p. 429.

*Ar Zul ebars en Eizvet.*

Yan. C. 15. V. 1—7. T. 3. M. 193. p. 286.

*Eizvet an Asçancion.*

Luc. C. 24. V. 49—50. T. 4. M. 357. p. 453.

*Ar Guener, deiz varlerc'h an Eizvet.*

Luc. C. 12. V. 1—12. T. 3. M. 158. p. 102.

*Derc'hent ar Pantecost.*

Yan. C. 14. V. 11—21. T. 4. M. 289. p. 208.

*Deiz ar Pantecost.*

Yan. C. 14. V. 22—31. T. 4. M. 290. p. 212.

*Al Lun.*

Yan. C. 3. V. 13—18. T. 1. M. 38. p. 289.

*Ar Meurz.*

Yan. C. 10. V. 1—5. T. 3. M. 184. p. 247.

*Merc'her ar Pévar-Amzer.*

Yan. C. 6. V. 44—52. T. 2. M. 125. p. 375.

*Ar Yaou.*

Maze. C. 10. V. 16—27. T. 2. M. 86. p. 141.

*Guener ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 5. V. 17—26. T. 2. M. 67. p. 82.

*Sadorn ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 4. V. 38—39. T. 1. M. 45. p. 346.

*Sul an Drindet.*

Maze. C. 28. V. 16—20 T. 4. M. 354. p. 439.

*I. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 6. V. 27—38. T. 2. M. 81. p. 112.

*Ar Merc'her.*

Yan. C. 6. V. 22—34. T. 2. M. 124. p. 367.

*Gouel ar Zacramant.*

Yan. C. 5. V. 56—59. T. 2. M. 156. p. 38.

*II. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 14. V. 15—24. T. 3. M. 189. p. 267.

*Ar Guener.*

Yan. C. 6. V. 58—70. T. 2. M. 126. p. 38.

*III. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 15. V. 1—7. T. 3. M. 193. p. 286.

*Ar Merc'her.*

Marc. C. 2. V. 18—20 T. 2. M. 69. p. 46.

*Ar Guener.*

Luc. C. 7. V. 26—35. T. 2. M. 92. p. 171.

*IV. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 5. V. 1—11. T. 1. M. 48. p. 368.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 4. V. 4—12. T. 1. M. 27. p. 208.



*Ar Guener.*

Marc. C. 1. V. 21—28. T. 1. M. 44. p. 339.

*V. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 5. V. 21—37. T. 1. M. 53. p. 408.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 5. V. 21—37. T. 1. M. 53. p. 408.

*Ar Guener.*

Maze. C. 5. V. 48—37. T. 1. M. 54. p. 422.

*VI. Sul goude ar Pantecost.*

Marc. C. 8. V. 1—10. T. 2. M. 131. 418.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 15. V. 32—39. T. 1. M. 131. p. 418.

*Ar Guener.*

Maze. C. 5. V. 13—10. T. 1. M. 52. p. 401.

*VII. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 7. V. 15—27. T. 1. M. 59. p. 467.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 7. V. 28—29. T. 1. M. 60. p. 475.

*Ar Guener.*

Maze. C. 12. V. 25—27. T. 2. M. 106. p. 252.

*VIII. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 16. V. 1—9. T. 3. M. 200. p. 326.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 16. V. 10—18. T. 3. M. 201. p. 334.

*Ar Guener.*

Luc. C. 11. V. 37—54. T. 2. M. 111. p. 286.

*IX. Sul goude ar Pantecost.*

Yan. C. 19. V. 25—27. T. 4. M. 336. p. 379.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 21. V. 5—8. T. 4. M. 259. p. 93.

*Ar Guener.*

Marc. C. 13. V. 1—5. T. 4. M. 259. p. 93.

*X. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 18. V. 9.—14. T. 3. M. 216. p. 401.

*Ar Merc'her.*

Marc. C. 10. V. 13—16. T. 3. M. 217. p. 409.

*Ar Guener.*

Luc. C. 17. V. 11—19. T. 3. M. 206. p. 359.

*XI. Sul goude ar Pantecost.*

Marc. C. 7. V. 31—37. T. 2. M. 130. p. 414.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 9. V. 32—34. T. 2. M. 77. p. 88.

*Ar Guener.*

Maze. C. 15. V. 29—31. T. 2. M. 130. p. 414.

*XII. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 10. V. 17—24. T. 3. M. 154. p. 74.

*Ar Merc'her.*

Marc. C. 10. V. 17—22. T. 3. M. 218. p. 413.

*Ar Guener.*

Marc. C. 12. V. 28—34. T. 3. M. 252. p. 64.

*XIV. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 6. V. 19.—34. T. 1. M. 57. p. 448.

*Ar*



*Ar Merc'her.*

Luc. C. 12. V. 12—21. T. 3. M. 159. p. 109.

*Ar Guener.*

Marc. C. 9. V. 32—36. T. 3. M. 144. p. 9.

*XV. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 7. V. 11—17. T. 2. M. 90. p. 159.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 12. V. 38—39. T. 4. M. 254. p. 72.

*Ar Guener.*

Luc. C. 5. V. 31—41. T. 2. M. 99. p. 213.

*XVI. Sul goude ar Pantecost.*

Luc. C. 14. V. 1—14. T. 3. M. 188. p. 261.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 14. V. 1—14. T. 3. M. 188. p. 261.

*Ar Guener.*

Maze. C. 3. V. 1—7. T. 2. M. 102. p. 229.

*XVII. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 22. V. 35—40. T. 4. M. 252. p. 64.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 23. V. 1—22. T. 1. M. 55. p. 431.

*Merc'her ar Pévar-Amzer a Vuengolo.*

Marc. C. 9. V. 13—28. T. 2. M. 141. p. 486.

*Guener ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 7. V. 37—30. T. 2. M. 94. p. 185.

*Sadorn ar Pévar-Amzer.*

Luc. C. 13. V. 10—17. T. 3. M. 166. p. 152.

*XVIII. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 9. V. 1—8. T. 2. M. 67. p. 32.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 4. V. 23—25. T. 1. M. 47. p. 361.

*Ar Guener.*

Maze. C. 9. V. 14—15. T. 2. M. 69. p. 46.

*XIX. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 22. V. 1—14. T. 4. M. 249. p. 49.

*Ar Merc'her.*

Luc. C. 20. V. 1—8. T. 4. M. 245. p. 34.

*Ar Guener.*

Yan. C. 3. V. 22—36. T. 1. M. 39. p. 298.

*XX. Sul goude ar Pantecost.*

Yan. C. 4. V. 46—54. T. 1. M. 43. p. 332.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 8. V. 16—17. T. 1. M. 46. p. 354.

*Ar Guener.*

Marc. C. 5. V. 15—22. T. 2. M. 65. p. 19.

*XXI. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 22. V. 15. T. 4. M. 250. p. 56.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 6. V. 9—15. T. 1. M. 56. p. 439.

*Ar Guener.*

Luc. C. 6. V. 27—38. T. 2. M. 81. p. 112.

*XXII Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 22. V. 15—22. T. 4. M. 250. p. 56.



*Ar Merc'her.*

Maze. C. 17. V. 23—26. T. 3. M. 143. p. 7.

*Ar Guener.*

Maze. C. 12. V. 1—8. T. 2. M. 101. p. 223.

*XXIII. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 9. V. 18—19. T. 2. M. 17. p. 58.

*Ar Merc'her.*

Marc. C. 5. V. 35—34. T. 2. M. 72. p. 63.

*Ar Guener.*

Marc. C. 5. V. 37—40. T. 2. M. 73. p. 69.

*XXIV. Sul goude ar Pantecost.*

Maze. C. 24. V. 15—28. T. 4. M. 262. p. 104.

*Ar Merc'her.*

Maze. C. 21. V. 20.—22. T. 4. M. 244. p. 31.

*Ar Guener.*

Marc. C. 13. V. 14—23. T. 4. M. 262. p. 104.

PROPR AR ZENT.

*Mis Du. Derc'hent Gouel S. Andre.*

Yan. C. 1. V. 35—42. T. 1. M. 32. p. 244.

*S. Andre, Abostol.*

Maze. C. 4. V. 18—22. T. 1. M. 35. p. 264.

MIS QERZU.

*Concepcion ar Verc'hes Santel.*

Maze. C. 1. V. 1—17. T. 1. M. 8. p. 66.

*S. Thomas, Abostol.*

Yan. C. 20. V. 24—31. T. 4. M. 353. p. 436.

MIS GUENVEUR.

*Cador S. Pér e Rom.*

Maze. C. 16. V. 13—20. T. 2. M. 135. p. 441.

*Conversion S. Paul.*

Maze. C. 19. V. 23—30. T. 3. M. 219. p. 419.

MIS CHUEVRER.

*Gouel ar Chandelour.*

Luc. C. 2. V. 22—34. T. 1. M. 14. p. 111.

*S. Mathias.*

Maze. C. 11. V. 20—30. T. 2. M. 93. p. 178.

MEURS.

*S. Joseph.*

Maze. C. 1. V. 18—25. T. 1. M. 9 p. 71.

*Anonciacion ar Verc'hes.*

Luc. C. 2. V. 25—35. T. 1. M. 15. p. 116.

EBREL.

*S. Marc, Avieler.*

Luc. C. 9. V. 57—62. T. 3. M. 152. p. 66.

MIS MAE.

*S. Jacqes ha S. Philip, Ebestel.*

Yan. C. 15. V. 1—10. T. 4. M. 288. p. 204.

*Invancion ar Groas.*

Yan. C. 3. V. 1—22. T. 1. M. 37. p. 279.

MIS EVEN.

*S. Barnabas, Abostol.*

Maze. C. 10. V. 16—27. T. 2. M. 86. p. 141.



*Derc'hent S. Yan-Badezour.*

Luc. C. 3. V. 1—6. T. 1. M. 21. p. 156.

*Gouel S. Yan-Badezour.*

Luc. C. 1. V. 57—80. T. 1. M. 6. p. 53.

*Derc'hent S. Pér ha S. Paul.*

Yan. C. 21. V. 15—25. T. 4. M. 356 p. 449.

*Gouel S. Pér ha S. Paul, Ebestel.*

Yan. C. 16. V. 13—20. T. 4. M. 354. p. 449.

*Comemoracion eus a S. Paul, Abostol.*

Maze. C. 10. V. 16—27. T. 2. M. 86. p. 141.

MIS GOUERE.

*Visitacion ar Verc'hes.*

Luc. C. 1. V. 39—56. T. 1. M. 4. p. 35.

*Santez Madalen.*

Luc. C. 7. V. 37—50. T. 2. M. 94. p. 185.

*Sant Jacqes, Abostol.*

Maze. C. 20. V. 20—28. T. 3. M. 223. p. 441.

*Santez Anna, Mam d'ar Verc'hes.*

Luc. C. 11. V. 37—54. T. 2. M. 111. p. 286.

MIS EOST.

*Transfiguracion hor Zalver.*

Maze. C. 17. V. 1—8. T. 2. M. 139. p. 474.

*S. Laurenç, Merzer.*

Yan. C. 12. V. 20—30. T. 4. M. 283. p. 7.

*Derc'hent an Assompcion.*

Luc. C. 11. V. 27—28. T. 2. M. 108. p. 266.

*Assompcion ar Verc'hes.*

Luc. C. 10. V. 38—42. T. 3. M. 157. p. 96.

*S. Barthele, Abostol.*

Luc. C. 6. V. 12—16. T. 2. M. 79. p. 97.

*S. Louis, Roue a Franc.*

Luc. C. 10. V. 11—23. T. 3. M. 226. p. 455.

*S. Augustin, Escop ha Doctor eus an Ilis.*

Maze. C. 5. V. 13—16. T. 1. M. 52. p. 401.

*Gouel S. Yan Diben-Eost.*

Marc. C. 6. V. 14—28. T. 2. M. 120. p. 341.

MIS GUENGOLO.

*Gouel Guinivelez ar Verc'hes.*

Maze. C. 1. V. 1—17. T. 1. M. 8. p. 66.

*Exaltacion ar Groas.*

Yan. C. 12. V. 31—36. T. 4. M. 239. p. 13.

*Derc'hent S. Vaze, Abostol.*

Luc. C. 5. V. 27—32. T. 2. M. 68. p. 39.

*S. Vaze, Abostol.*

Maze. C. 8. V. 23—27. T. 2. M. 64. p. 11.

*S. Mikel, Arc'hel.*

Maze. C. 18. V. 1—5. T. 3. M. 144. p. 9.

MIS HERE.

*S. Denez hac e Gompagnonet, Merzerien.*

Luc. C. 12. V. 1—12. T. 3. M. 158. p. 102.

*S. Luc, Avieler.*

Luc. C. 10. V. 1—16. T. 3. M. 153. p. 69.



*S. Simon ha S. Jud, Ebestel.*

Yan. C. 15. V. 18—27. T. 4. M. 293. p. 225.

*Derc'hent Gouel an Ol-Zent.*

Luc. C. 6. V. 17—26. T. 2. M. 80. p. 104.

MIS DU.

*Gouel an Ol-Zent.*

Maze. C. 6. V. 1—4. T. 1. M. 49. p. 374.

*Comemoracion ar re Varo.*

Yan. C. 6. V. 27—30. T. 2. M. 98. p. 210.

*S. Charles Boromee.*

Maze. C. 34. V. 12—21. T. 2. M. 121. p. 349.

*S. Marlin, Escop.*

Luc. C. 11. V. 37—54. T. 2. M. 111. p. 286.

*Presantacion ar Verc'hes.*

Luc. C. 11. V. 27—28. T. 2. M. 108. p. 266.

*Gouel an Dedicaç.*

Luc. C. 19. V. 1—10. T. 3. M. 225. p. 451.

Fin Tablen an Avielou.

Je livre à partie
à Moi Guillaume Guillou
je prie Salni ou Sele
qui le trouvera De mele
Bord il sera Re Compa
nse De Sa peine
Guillaume Guillou

Comme pour vous le

Comme pour

BIBLIOTHÈQUE
QUIMPER
DIOCESAINE

Comme pour

Comme pour

Comme pour